

BUEZ

MARCHE DU GOUVERNEMENT  
AR

PEVAR MAB EMON,

DUC D'ORDON,

LAQET E FORM UN DRAJED!



E MONTROULEZ,

Et LÉDAN, Imprimer-Librer, e traon ru ar Vor.

---

1818.

## AN IMPRIMER D'AL LENNER.

Goudt meur a ênclasq, on deut a ben da gaout tri c'hopi eus *Buez ar pévar Mab Emon*, pehini a zeziret pel zo, hac en o lennân diouz-tu, dre m'el labourâñ, ar pez a rei dîn e gaout en antier.


Ranget emeus qemer calz a amzer hac a bariantet evit lenn hac arenji un nombr bras a rimou fal hac ep muzur a voa enne. Gouscoude, daouest da gementse, oun pell da zonjal em be e rentet dizefot; mes mar gel plijout d'am c'henvrois, e vin meurbet contant.

Gant calz a blijadur hac a obligacion e recevin an avisou a alfet rei dîn evit e renta parfetoch', couls ha Canticou, Rimou ha Soniou, pere a dalfe ar boan da vea imprimet.

### R E M E R Q.

Al lizeren *g* a dleo bea atao prononce et evel er c'homzou-ma : *gant, goulen, ar gurun*, etc.

Ar *j* er ramplaço naturelamant e meur a lec'h.



## QENTA PROLOG.

---

**A**SSAMBLE enorabl, carget eus a brudanç;  
 Pritz, mar plij ganêch, va selaou en silanç;  
 Me deu d'o saludi gant enor ha respet,  
 Parit din an hini da zonet d'am c'hlévet  
 Da selaou recita un Histor pehinin  
 Où interesso sur, erve a seblant din;  
 Ha mar plij gant Doue rei d'am speret sclerdet,  
 Ne e discléryo déch gant pep sort parfetet.  
 N'en dé qet va dessign, compagnuez prudent,  
 Ober déch un discour a gomzou eloquant,  
 Iac aon na ven déch oll calz re importunus,  
 Au histor a so bir ha ni so daleus.  
 Poent è, compagnunes, comanç gant hor matier,  
 Da visclérya'r Vuez a bêvar Chevalier,  
 Ar vaillanta biscoas a zo bed e renom,  
 Pele voa bugale d'an Duc vaillant Emon;  
 Aava tud voe james certen var an douar;  
 Obano voa : RENOD, GUICHARD, RICHARD, ALARO  
 En amzer ma renent e voa Roue en Franc  
 Vaillant CHARLAMAGN, carget eus a buissanç;  
 Due so figur, nep a garre compren,  
 Bresel rigourus voa neus qet pell o rën;  
 De bresant demp-ni nemet bresel sanglant,  
 Neou nombrus bras a zoudardet vaillant.  
 Ur ar bresel-se, den vén ha divergont,  
 Da an Duc BEUVET demeus a Egremont  
 Musacras LOHIER, mab uniq ar Roue,

A voa bet deputet da vonet e bete,  
 Dà soumeti aneàn da zont d'e servichi,  
 Dre m'oa dindan e urzou, vel e oll sujedi.  
 Mes guelit, Bretonet, guelit e insolanc,  
 Penos e vœc tñet gant pep sort violanc :  
 Me o lès da sonjal crueldet tud ep feiz,  
 Laza tud ar Rouë, ha ne voant nemet sez !  
 Hac evit insulti davantach ar re-se,  
 E rent corf LOHIER gèz er gis-se d'ar Rouë.

Imposabl e ve din discléry gant guirione  
 Ar c'hånvou truezus a eure ar Rouë  
 O velet e vab qèz evelse massacret,  
 Hac e crial venjanç demeus ur sort torfet !

An Duc a EGREMONT, insolant bac bardî,  
 A ras pront e zepech viñ en em brepari  
 Da receo an ataq eus ar Rouë a Franc,  
 Pini vog den vaillant ha carget a buissanc.

An histor zo traiq, compagnuez santed,  
 Ar sujet aneàn n'ep dê nemet bresel,  
 Hac ur pez dificil da c'hoari ep manqi ;  
 Raë-se, compagnuez, humblamant m'o supli ;  
 Hac e welfec'h eure ac'hanomp o faya,  
 O ped ar vadélez da zont d'en escuza.

Me o supli bremâ da zerc'bel ar silanc,  
 Me ya da laqaz urz ma leuin da gomanç.





## BUEZ

### AR PÊVAR MAB EMON.

#### QENT A ACT.

#### QENT A DIALOG.

CHARLAMAGN, AMPEREUR HA ROUE FRANC,  
*azeet var e drón;* AR PRINÇ LOHIER; *e Vab;*  
AN DAOUZEC TAD A FRANC; *Suit ar Roue;*

#### AR ROUE.

ME a meus an enor da vea Roue Franc  
Hac Ampereur Romen, dre ar guir Brovidanç;  
Me so mab da Bepin, ar monarq immortel;  
A verit un enor a vezò eternel.  
An històr a rapport pa voe ganet va zad,  
E c'hoarvèas un dra marvaillus, admirabl;  
Rac er moment memes ma teuas er bed-mâ;  
E voe un tarch curun a laqas da grena  
An douar en antier gant trous ha tintamar;  
Qementse a voa sur ur sin d'reist-ordinal  
E voa ar bugel-se neuse predestiner  
Da laqat da grena è oll ènemiet;  
Ar pez eus e amzer zo bet accomplisset;  
Calz a dud zo en Franc haç er gouar en effet;  
Mes mar boa va zad gant Doue favorisetz;  
Me ell a dra cértén ive sur lavaret  
E meus bet recevet en durant va buez  
Grâcou particulier expres digant Doudz  
Gant arach, Ôtrone, roue al Lombardî

A savas un arme terrubl en Itali,  
 E clasq assieji ar gér superb a Rom ;  
 Evit ma adorjet ar vil idol Mahom ;  
 Ma fatigas ar bobl en hevelep fêçon ,  
 Ma voant prest da verval gant miser ha gant naon .  
 Rac-se ar Romanet hac ar Pab Bonifaç  
 Am pedas da vont d'y d'exerci va hourach ,  
 Ha da rei ar chasse da arme Lombardi ,  
 E d'oa ruinet oll bro gaer an Itali .  
 Doue am preservas en ocazion - se ,  
 Er fêçon ma eure en andret Josue ,  
 Rac pa voamp er gowbat hac e creis ar harnach ,  
 Ec'h aretas an eol teir heur crenn en e blaç ,  
 Evit rei demp amzer da repos ur momant ,  
 Ha roue Lombardi , heritiq ha mechant .  
 Hac evit testeni demeus ar victor - se .  
 Me a voe consacret gant peb solanite  
 Ebars en Alamagn var an oll bobl Romen ,  
 Gant ar Pab Bonifaç Ampereur souveren .  
 Rac - se e lavaràn , ep gloar nac aroganc .  
 On Ampereur Romen ha Roue eus a Franç :  
 Ennes zo un enor , mar boe biscoas hini ,  
 Ha ne zeus bet james comparachet dezi .  
 Me a meus bet graçou , mar boe biscoas er bed .  
 Bete'n heur a vremàn , me ell el lavaret ;  
 Mes bepreat e laràn e ma va oll fianç  
 Ennoc'h - u , Otrone , qenta pennou a Franç ;  
 C'houi , evel pillerou , a souten va etat ,  
 Va c'hurunen brillant ha va septr en eclat ;  
 Mes me a bromet dêch , endra vin én bue ,  
 Em bo evidoch oll bepreat guir garante .

#### AN DUC A NÊM.

Ampereur Charlamagn , gant ho permission ,  
 E meus c'hoant da gavet brema an ardisson

7

Da lavaret un dia dirae ho Majeste :  
Pardon ma parlantàñ gant re a liberte.  
An histor a rapport goechal ar Romanet  
A voa gant bresellou qen terrubl affijet,  
Qement ha quer bian , ma veant oll nos ha de  
Ebars en servitud hac en captivite ;  
Hogen Octavian pa deuas d'ar gurun ,  
Ennes a voa deau favorabl ar fortun.  
Mar boa'r Romanistet qent en adversite ;  
Ennes è o laqas ebars en liberte ,  
Hac ober dê caver an dominacion  
Partout dre ar bedma var bep sort nacion.  
Dre-se'r Romanistet couls piividig ha paeur ;  
A gontribuas oll d'ober ur statu aoulr  
En enor hac en gloar Cesar-Octavien .  
Vit bea roet ar peoc'h d'an Ampire Romen .  
Ma enorit qement an Ampereur payen ,  
Gaut mui eus a reson e heil ar Francisien  
Renta dêch , va Roue , ar respet , an homach ,  
Nonpas dre ur statu , nac ive un imach .  
Mes curuni ho pen , en ur bresanti deoch  
Ur balmen a lorc a aparchant ouzog'h .  
C'houi è guir esperanç an oll gathol , qet ,  
A laqa da grena dre oll ar bayanet :  
Doue d'o qendalcho nombr bras a vlatesiou ,  
Da souten an Ilis hac hoch oll pobliou .

*Ar Prince Loyer, Mab ar Roue.*

Va Zad ha va Roue , brema e meus desir .  
Gant ho permission , da lavaret ur gir ,  
Pehini a so sur demeus à importanç :  
Me ya d'en laret dêch dirac an Tadou a Franç .  
Biscoas sur Alexand , na genebeut Cesar ,  
Pompe , na Marc-Anton n'e dint bet dêch-u par .  
Nan , ne zeus bet biscoas Ampereur na Roue .

Elevet er bed, mā abays en dignite,  
 En defe gonees gement a brovinçou  
 Gant an disteira brud demeus o armeou,  
 Evel och eus u grēt dre netz ha dre adres,  
 Qerçouls er vroyou all elev er gristenes.  
 Pa false dēch brêma sevel pêvar arme,  
 Ha caout trégont mil den e pepini ané,  
 En neubent a amzer en eur gafent ganêch,  
 Rac sujedet och eus hac a so fidel dēch.  
 Ogen mar och eus darn a so obeissans,  
 Och eus ive re-all hac a so suffisant;  
 Evel an Duc Beuvet demeus a Egremont,  
 Ennes sur em vant hac a ra c'hoas e gont  
 Penos ne brisfe qet renta nep homach deoch,  
 Hac enfin ue zepand netra tout diouzoch,  
 Ne laran neira dēch nemet ar viryone;  
 Tud so aman presant am souteno var ze.

### GANELON.

Sire, guist è ar pez a lar ar Princ Lohier;  
 An Duc Beuvet a so arôgant ha fier,  
 Hac en em vant huel penos gant e vreudeur  
 È capabl d'ober faç dêch-u, va Ampereur.  
 Touet en deus ive, e presanç cals a dud,  
 Ne brisfe renta dêch nac homach na tribut;  
 Hac anfin e pretant chom e peoch en e vro,  
 Ep sujedi da zen, grognet nep a garo;  
 Ha ne laran netra dêch, Sir, dre jalousi:  
 Me a meus en clêvet sur eus e brometi.

### AR ROUE.

Certen, m'en tou aman, dre Sant Denis a Franç,  
 E vo sur izellêt dean e aroganç  
 Ja, da viana, mar dê guir qemense:  
 Roit avis din var ac, me a ped, Quene,

Ampereur Charlamagn, ne gredan qet certeul  
 Eve an Duc Beuvet gen dalc'het en e ben  
 Ma conteste renta homach d'o Majeste,  
 Evel ma rē e dud ataq'en re a re;  
 Mes an ambition se ordinal en droi  
 Endra vo beo daou dem, bepret sur e zeno.

AR ROUE.

C'houi, Duc demeus a Ném, è va brassa mignon,  
 Ha va fura conseill e peb occasion ;  
 Rac-se me o supli da rei d'in' avis pront,  
 Da c'houi petra a rin eus an Duc Egremont.

NÉM.

Sire, me so avis, hac m'el lavar ep nech,  
 Mar gra refus Beuvet da renta homach dét'h,  
 N'och'eus nemet brema depuit darn ho tud  
 Da vont betec enna da c'choslen an tribut.  
 Hac ive an homach digant an duc Beuvet,  
 Mar gra refus da se, ech'ellit ep ariet  
 Prepari un arme da vont vardeâ,  
 Mar be qer sufisant, evit en distruja.

AR ROUE.

Ho conseill, Duc a Ném, a dle bea heuillet;  
 Rac-se delibit, ama, va mignonet.  
 Piou a yélo, bêma, evel ambassadeur  
 Betec an Duc Beuvet, ep doujanç e vreudcar.  
 Fouques de Morillon ha c'houi, Comte Idelon,  
 Me o teput da vont, evel va zaou mignon,  
 Ha c'houi, va mab Lohier, gant pêvar Ecuier,  
 Pa zoc'h oll tud hardi, jenerus ha fier,  
 Hit o seis em reget betec an duc Beuvet,  
 Ha lavarit deàn disflat hac ep caqet,  
 Penos mar gra refus da bêa an tribut,  
 Evel a bep amzer a bêc d'in e dud,

Me laqai ar ravach var é oll zouarou ,  
 Hac en dalc'hin da vreina ebars va frisoniou . A  
 M'o ped da rei dean c'hoas ur soinacion , H  
 Da zont da renta din homach , tounission ;  
 Mar gra refus da se , m'en tou , fe a Charles ,  
 Me er grai regretant endurant e vuez .

*Les Fouques de Morillon, Qenta Paj.*  
 Sire , pa blii ganêch rei demp ar gomission ,  
 Ni rei sur anezi eus a greis hor chalon ;  
 Ne dalfe qet e nach : me zo rejouisset ,  
 Pa meus comission da vont bete Beuvet ,  
 Evit digas da zonj dean eus calz a draou  
 En deus reprochet din eun neubeut amzer zo .

*Ar Chenta Ecuier.*  
 Ma comz Beuvet ouzomp en termou arogant ,  
 Ni barlanto ive ontan pareillamant ;  
 Ha mar be qen hardi vit qemer an armo ,  
 Ni c'hoario ontan , deuet neb a garo .  
 Mes ne yêl qet Beuvet , michanç , bete qeit-se ,  
 Bet persuadet mat , va Mestr hac Otrone .  
 Adieu ta , va Roue , ha choui , Tadou a Franç ,  
 Ni rento déch respont gant calz a zilijanç .

*Lohier.* s o G. L. L. eri  
 Marteze , bitriqen , va zad , n'om guelfot rau .  
 Rac ar suparb Beuvet a zo leun a furi ;  
 Hac evél ma cléyo petra é hor beach ,  
 E teuy gant e arme varnomp-ni gant arach ;  
 Mes , evel n'om trêto ni en trêto ive ;  
 Deimp , Adieu va zad quer , ha déch oll , Otrone .

*Ar Roue.*  
 It en hano Doue , na zonjit qet en se :  
 Doue o preservo ebars er veach - se .  
 Adieu déch , otrone ; adieu , va mab Lohier :  
 Hast am bo d'o quelet och eruout er gér .

*Ar Roue hac e suit a zorté .*

*E I L V E T i o n D I A L O G .*

AN DUC BEUVET, *é suit ha c'houec'h soudard.*

*BEUVET.*

Me so Duc puissant ebais en Egremont,  
 Hac el en em vanti da ober sur va chont  
 Penos ez on ar mestr absolu em duche,  
 Pa meus-en goneet dre jenerosite.  
 Me voar erfat Charles, Roue demeus a Franç,  
 A vo qen efrontet da zont d'en em avanç,  
 Hac ive d'am opos formelamant da se,  
 Balamour ma meus en anavet da Roue;  
 Mes mar dê Ampereur ha Roue bars en Franç,  
 N'en dê qet e-unan, daouest d'e aroganç,  
 En deus aqisitet an digniteou-se,  
 Mes me ha va breudeur, ha calz eus va ligne  
 On eus er zicouret en e olz yrezellou,  
 Exposet en danjer hor c'horf hac hor madou,  
 Evit ober deàn bea victorius;  
 Gouscoude è velan ez è qen orgouillus,  
 Da drêti ac hanomp en fêçon dreist-musur,  
 Evel pa vemp tud lach hac ep tam discadur.  
 Rac-se, va mignonet, me ziſcléry dêch brêma  
 On en em resolvet agreenn ar veach-ma  
 Da gontest an tribut eus ar Roue Charles,  
 Pa dlefe qementse coustout din va buez.

*FANON, Qenta Dijentil.*

Duc nobl ha puissant, gant ho permission,  
 Emeus c'hoant da laret va resolucion  
 Amân en o presanç touchant an afer-ze.  
 Rac-se e lavarân ve ut simplicite  
 Hac eul lachete vrás dêch dont da accepti  
 Truach var ho tuche, p'och eus bet anezi

Dre jenerosite hac ixe de bartach ;  
 Rac ma zoc'h puissant, c'huic heus b'reudeur c'hoas  
 Zo capabl d'ober faç d'ar Roue Charlamagn ;  
 Mâr en em frot ouzoch-, n'en devo qet calz gagn.

UN EIT'DIJENTIL.

Ha me en assuranç ive, Duc puissant,  
 A lar ar memes tra ivé pareillamatit :  
 Me ra ofr am pouvoar demeus a galon vat,  
 Da exposi va c'horf hac ive va oll voad  
 D'o sicour dà vout mestr absolu'n ho contré,...  
 Mes cetu Fianciseh o' tont en ho pete.

*TRIVET DIALOG.*

*An Ambassadourien a antre.*

LOHIER d'an Duc Beuvet.

Salud dêch, Duc Beuvet demeus a Egremont,  
 Ni zo deut o petè ut Phinç nobl ha daou Chont,  
 Ha pêvar Ecuier, a beutz ar Roue Franç,  
 Evit anonci dêch traou eus a conseqc'anc.

BEUVET:

Ha pa vec'h deut ouspen, mè ne tân caz ebét :  
 Lavarit prest pétra och eus da lavaret.

LOHIER:

Raportet zo d'am Zad, gant cals demeus a dud,  
 Penos e contestec'h pêa déan' tribut,  
 Ha da renta ive homach d'e Vajeste,  
 Evel a rô ho tud atao en rô a re.  
 Mes evit ma voefot prest va c'homission,  
 Ez on carget dà rô dêch ut somacion  
 Da zonet ep manqout bremia soudeñ vatan  
 Da renta hoch homach hac ho tribut déan' ;  
 Pe ma vanqit da zont, ep areti pel bras,  
 E laqai ar vro'mâ certen olt en carnach,

Hac ober dêc'h guel drist echui ho pue :  
Soujît petra oç'h eus da lavarat var se.

## BEUVET.

Hac échu è ar pez o poa da lavaret ?  
Rac babilla a iit evel ur pêroqet.  
Clêvit eta, Lobier : gout a ousoc'h erfad  
Dirac ar gêr a Rom pa vœc lazet va zad,  
Me ne zaleis qet da en em exposi  
En ur plac na fourje qet meur a hini o fri.  
Pe'n em stringis e creis an arme enemi,  
E tigassis ganén Roue al Lombardi,  
Hac er rentis prisonier d'o tad ar Roue Franc,  
P'ini a brometas, evit va recompanç,  
Din-me an Duche-mâ evit va heritach,  
Exant eus a tribut ha demeus a homach,  
Pen deus rôet e c'hir, e renq en delchel mat :  
Eur Roue ne dle qet james bea gaouyat;  
Rac-se e pretantân, daouest d'o courdrouzou,  
Beva ebars en peoc'h hac en repos em bro.

## FOUQUES.

Evit qement a rit, o clasq digareou,  
Deuet è an amzer, daouest d'o pombançou :  
Da renta hoc'h homach d'o Prinç ha d'o Roue.  
Grêt oc'h eus ho pompad alies gouscoude,  
Penos na brisach qet oboissa da zen,  
Hac e vijec'h en peoc'h assur da virviqen.  
Clêvit eta, Beuvet, nà vet qet obstinet :  
Sentit ouz ar Roue, pe o pezo regret ;  
Mar grit ar sufisant, me bromet dêch penos  
Ne veot birviqen lëset mui e repos.

## QENTA ECUIER Beuvet.

N'en deut qet qen terrupl, Fouques, d'or menaci,  
Rac na vec'h-u soueset qent fin an disparti ;  
Ni on eus abondanç a zif hac a houarn,

Hac a rei déch' buan adreus ho tiéuscouarn.

EIL ECUIER *ar Roue*

N'en deus dant en ho pen, pa ve qeit ha va bis,  
 Mar deut bete qeit-se, choui a vo diavis.  
 Mar qirit oc'h enor, Otrou an Dûc Beuvet,  
 Roit tribut d'ar Roue, evel ma ê dleet,  
 Hac ive hoch homach, qercoulz hac ar re all,  
 Pe' renqfot finissa en ur prison teval.

TRIVET ECUIER *ar Roue*.

N'en deus nemet ur gir mui ebars er chanson :  
 Lavarit demp-ni pront ho resolucion,  
 M'or bezo ho respont evit monet d'ar gêr;  
 Ha depechit buan, rac an amzer zo bêr.

BEUVET.

Va resolucion a zo sur evelen :

Tec'hit eus va fresanç, n'am importunit qen.

LOHIER.

Penos, den insolant ! evelse ê dide  
 Parlant gant aroganç dirac Mab da Roue ?  
 Hogen, ia, m'en tou, fe eus a Brinç Lohier,  
 Ma na chenchi langach qent evit pell amzer.

BEUVET.

O ! ententit, Lohier, daouest d'oc'h aroganç,  
 Penevert respecti ho tad, ar Roue Franc,  
 Me a voelchfe buan va daouarn en ho coad.  
 Tromplet oc'h un nebeut ganén, va c'hamarad.  
 Ia, me en toue, dre va c'houraj ardant,  
 Dre va brec'h furius ha va c'hlaze tranchant,  
 Me a ve brusunet munut vel qig paste,  
 Qent ma obeisen birviqen d'ar Roue ;  
 En em dennit ac'han ur veach, p'o pedan,  
 Ne al qet va c'hourach o soufri qen aman.

LOHIER.

Ne spontomp qet nemeur ous o clêvet, Beuvet;

Ni on eus guelet calz eus ho sort friponet;  
 Ni r  i d  c'h gouscoude, daouest d'o tintamar,  
 Dont da ober certen un darn eus hon lavar.

BEUVET.

Toret    ar reglen eus va faciantet:  
 Crogit en insolant, m'o ped, va zoudardet,  
 Evit ma vo laqet ebars en ur prison,  
 Neuse ni a velo piou a b  o ran  on.

EUR ZOUDARD da Beuvet a tost  t ous Lohier.  
 Me a grogo enn  n, Otrou, pa gomandet....

LOHIER.

Mar deues bete se, en em gavi trompet.  
 Cede ar recompan   eus da demerite  
 Da tisqi da laqat an dorm var Mab Roue.

Lohier en laz gant un tol cleze.

BEUVET.

Venjan  ! va zoudardet, demeus an insolant  
 A laz unan va zud, ha me ama presant!  
 D'an armou! va oll dud : saillomp oll varneze;  
 Ni rayo ne velint birviqen o Roue.

LOHIER.

P'oc'h eus c'hoant combati, vo ret o contanti;  
 Combatomp, mignonet, evel leonet cri;  
 En em strinqomp dious-tu var an dud mechant-ma:  
 Bezomp victorius pe marvomp oll ama.

BEUVET.

M'en toue d  c'h, Lohier, en despit d'o fureur,  
 Ez oc'h sur deut am  n evit clasq ho malheur.  
 Me blanto bete'r goard ennoch' va c'heze guen:  
 Dalit..... recevit-  n evit ho croas nouen.

Treuzira Lohier gant un tol cleze.

LOHIER, beuzet en e voad ha prest da vervel.  
 Ah! vil muntr   Beuvet, sc  et on em c'halon:  
 Venjit ac'hanon-me, Fouges ha Ganelon.

Mervel a ra.

## GANELON.

Malheur demp, Otrone, -cetu Lohier lazet;  
 Ma n'en em zicouromp, e vimp oll massacret.  
 EIL SOUDARD *Beuvet.*

Ret ê o laza tout, ep pardoni hini :  
 Cetu var an douar dija discaret tri.

PÊVAR ECUIER *ar Roue.*

Otrou an Duc Beuvet, trevers, mar plij ganêc'h,  
 Ha ni en em rento ama sur ractal dêc'h :  
 N'en doup qet evidoch, ni a voar erfat se,  
 Rac-se, ni o supli, lest ganemp hor bue.

## BEUVET.

Me rei dêc'h hò pue; mes e condicion  
 E c'hefoc'h o pêvar, hac ep remission,  
 Da gass ganêc'h ractal ha da renta er gêr  
 D'o mestra ar Roue Franç corf e vab qèz Lohier ;  
 Hac levit testeni ne ran fors aneàn,  
 E ran renta e vab er fêcon-ma deant.  
 Ma na rit qemense, m'en tou, fe a Veuvet,  
 Me am bo ho pue vit certen er momet.

TRIVET ECUIER *ar Roue.*

Ni bromet dêc'h, Otrou, fe a Chevalieryen,  
 Dont da efectui antier ho courchement :  
 Ni rento corf Lohier d'e dad ar Roue Franç,  
 Hac a laro deàn peträ voa'r gonseqanç.

## BEUVET.

It ta eus va fresanç, ha ne zaleit qet,  
 Troit ho talonou ha cessit ho qaquet.

*Beuvet a zorri gant e suit.*

## GANELON.

O beach pitoyabl evidomp, Otrone !  
 Penos e credfomp-ni maont dirac ar Roue,  
 Da gass deàn e vab massacret er gis-màn :  
 Disesperi a rei pa velo aneàn.

## FOUQUES.

Pa zê ret demp monet, ne dal qet déplorise  
 Distroomp da Baris humblamant, m'o suppli,  
 Ha leqeomp ar chorf ebars en e arches,  
 Da renta d'ar Roue, pa zê demp comapdet.  
 Sortjal a reont evit mort da Paris.

## PÈVAR VET DIALOG.

AN DUC EMON, E VREC HAC O PÈVAR MAB.

## EMON

Clêvit, va fried qèz, ha c'houi, va bugale;  
 Ma larin dêc'h un dra a zo em bolonte,  
 Hac am boa da ziçcléry pell zo intacion;  
 Mes bremâ'n em bresant mat an occasion.  
 Trugarecomp Doue, hor Zalver beniget,  
 Biêmâ ez omp e peoc'h hac e paciantet:  
 Ne zeus en hor famill nep sort division;  
 Beva a reomp oll en ur guir union.  
 Bea on eus ive madou en abondanç,  
 Capabl da gundai hor stad hac hon noblanc;  
 Mes ar pez a ra dîn bea rejouisset,  
 È m'on eus bet ar c'hraç da vea elevet  
 Ha maget e doujanç ha carante Doue  
 Pêvar mab o devo un devez renome.  
 Ia, va bugale, hep donet d'o flatal,  
 Mar en em gomportit evel tud cordial,  
 E viot dign ur vech da vea récevet  
 En palez ar Roue, etouez an oll brincet.  
 Rac-se, va fried qèz, ouzoc'h e c'hànzavàn,  
 E cavàn ez ê poent, memes en desiràn,  
 Tremen hor pêvar mab da vont Chevalyeryen:  
 Ne dalfe qet e nac'h, ne vanq netra dê qen.

B

F

## AN DUQES EMON.

Otroatian Duc Emon, va c'harante barfet,  
 Mez a prouv ive ar pes a leveret.  
 Be' on eus pévar mab, pere sur-a seblant  
 A vol'tud jenerus hac ive tud vaillant ;  
 Rac-se, va fried qèz, me a ro déch avis  
 D'en em brepari prest da vonet da Baris,  
 Evit o fresanti o fèvar d'ar Roue,  
 Da bedi anéan, gant pep civilite,  
 Da ober pepini ané ur chevalyer:  
 N'o po qet a refus a se, mém eus esper.

## EMON.

Or sus, déliberit bremâ, va bugale,  
 Ha c'houï so o pévar ebars en bolonte  
 Da reçeo an urz caer eus a Chevalyerven,  
 Ma elfot mont neuse hardi en pep tachen.

## RENOD.

Dre ma meus an enor da vea'r mab ena,  
 E meus c'hoant da avanc'vit parlant da genta.  
 Rac-se, va zad ha mam, me ziscléry déch o taou  
 E reqet va breudeur, hac ep lavaret gaou,  
 Penos n'or boe biscoas na n'or bo birviqen  
 Qen bolonte nemet da heuill ho courc'hemen.  
 Hac evelse, va zad, mar o'ch eus bolonte  
 Da vonet da Baris da saludi'r Roue,  
 Pedit-én d'on ober brema Chevalyeïyen,  
 Ni so prest da vonet, ne c'houloimp neira qen.

## EMON.

Adieu déch, va fried : ni a ya da Baris ;  
 Mes qenta ma hellimp ni deuyo var hor c'his.

## AN DUQES.

Adieu va fried qèz ! adieu, va bugale :  
 Doue d'o qendalc'ho en ho prosperite.

*P E M P E T D I A L O G .*

**E MON hac e Vugale a antre dre eur c'hoste.**

**A R ROUZ hac e suit dre eur c'hoste als.**

**A R ROUE.**

Gant calz a nec'hamant em guelit, va zud qèr,  
Pa velàn n'en dê qet êru va mab Lohier,  
Nac ive ar re all demeus a Egremont.

Ne on hac én ve bet an Duc Beuvet quer pront  
Da vea maltrtetet va Ambassadourien.

Mar dê bet quer mechant, m'en toue, birviqen  
N'em bezo evitân nep sort remission;

Rac-se ia, Gidelon, c'houi, evel va mignon,  
It buan evidòn entrese Egremont,  
Hac en em informit, ia, buan ha pront,  
Pe sort respont a so roet d'am mab Loyer,  
Ha roit din da c'hout pe goulz e teuy d'ar gér.

**G IDELON.**

O Roue! an noplâ a so var àr bed-mâ,

Pa è ho polonte va deputi bremâ

Da ober ar veach ebars en o reqet,

Me ya da bartia ep dale eur momet;

Me ya da bartia gant ho permission,

Evit renta prest déch ens va beach rôson.

Sortial a ra.

**E MON, o tostât d'ar Roue.**

Salud déch, humblamant, va Frinç ha va Roue,

Ceu deud assambles ganén va bugale

Evit o fresanti dirac ho Majeste,

Hac ive d'o pedi gant pep humilité,

Mar be déch agreabl, accepti hon homach;

Hogen, mar plij ganêch, en o supliàn choas

Da receo anêse da vont Chevalyeryen,

Hac e vint oblijet dêch-u da virviqen.

AR ROUE.

Bezit sur, Duc Emđn, c'houi vo bepret deut mat  
Cousin bac he pugale dirac va daoulagad,  
Pere alzeblant din a vezoz ur veach  
Tud a vo jenerus ha carget a gourach ;  
Rac-se ma fel dêze bea Chevalyeryen,  
Me'a ya d'or recco era bremâ soudan.

RENOD.

Rouz nobl ha puissant ! Monarq ar Francisien !  
Ni ofr dêch hor zervich gant joa evit biqen ;  
Hac a bromet ive, endra vimp en bue,  
Renta obeissanç bepret d'o Majeste,

AR ROUE.

M'en assur, tud yaouanq, emeus joa vras ouzoc'h,  
Hac em bezô bepret confianç vras ennoch.

Sortial a ra.

### C'HOUET HVE T DIALOG.

*Ambassadourien ar Roue a antre, ha gante corf Lohier en un archet.*

UN AMBASSADOUR.

O na pebes qêlou, pebes tristidiges  
A êruo enber gant ar Roue Charles !  
Sonjal a ra guelet e Vab e tont d'ar gêr,  
Gant an Duc Egremont rentet e dributer ;  
Mes allas ! ar c'hontrel a so bet êruet :  
Pa zonjân er malheur, va c'halon so mantret.

GIDELON.

Joa dêch a vir galon, p'o quelân, Otrone....  
Mes ; piou ar c'horf maro a zougit evelse ?

GANELON.

Allas ! va c'henderv qèr ! control da joaustet

Zo maleurusamant ganemp-ni c'hoarveet !

GIDELON.

Piou è ar c'horf maro a zougit en archet ?

FOUQUES.

Lohier, Mab ar Roué, massacret gant Béuveet !

Ha n'en deus manet den nemedomp hor pêvar,  
Na dint bet oll lazet gant an tifant barbat.

GIDELON.

O den abominabl ! penos, ha possubl ve  
E ves bet qer mechant lasa Mab ar Roué

Ret è sur avoni ezeo an aerouast  
En deus sollicitet ac'hantout, den mechant,

D'ober un accion sanglant na temeret,  
A vo cos da ruin da famili en antiet.

Me voa bet deputet eus la bieure ar Roué  
Da zonet da rancontr ac'hantout, Ottoneq

Evit fin da c'houzout petra vda e hantveet  
Douti rô ar Roué ar maleut coméret.

Rac-se me o soplî, Fouques ha Ganelonq  
Grit m'en sem agan eus va c'hoimission

O ped ar vadelez d'artq no pasyou,  
Vit ma vin en hò rog da anoneg ar chelou.

Guir è, ar chelou-se ne dé qer agerab ;  
Mes me ranq e anoneg, pe e vezan blantab.

GANELON.

It eta, va c'henderv, Duhha ma ellet,  
Ha larit d'ar Roué ec'hantout gabegret,

Hac ive gant glachas die Vab ar Pinc Lohier,  
Parrenqomp er renta er fêçou-ma er ger.

UN ECUIER.

Ha ni, demp var hot pouez etere a Paris.  
Ne vo qer ealz al jea ouesomp, athenas avis;

Mes pa è dre valeur an torfet c'hoiveet,  
È ret mar demp e sochi gant ealz paciantet.

*SEIZVÉT DIALOG.*

**AR ROUE** *hac e suit; EMON hac e bévar Mab,  
pere a zoug peb a Groas en o c'herc'hen.*

**AR ROUE.**

Va qatentjt, Renod, Alard, Guichard, Richard,  
Un dra a livirin, ep bea tam coùard,  
Penos aboe ma zon Roue ebars en Franç,  
N'ems queiqet het qement a joa en assuranc  
O rei da zen an urz demeus a Chevalyer,  
Evel oue e sei dêch', va fêvar mignon qér;  
Rac c'houj a souteno gant enor ha courach,  
Evel pêvar billyer, ar se er gristenach.  
Rac-se, me o supli, Emon, va mignon qér,  
O pet eus ho miplien eur soign particulier,  
Dreist pep tra a Renod, rac dêch' me a lavar,  
Biscoas nac Alexand, na qen neubeut Cesar,  
N'o deveus het qement a jenerosite  
Evel en deo Renod, m'en tou, fe a Roue.

**EMON.**

O Ampereur, guirion var ar Romanistet!  
Roue, ebars en Franç, gant justic curunet!  
Me o trugareqâ, va bugale ha me,  
Demeus an enor bras ojh eus grêt demp hirie.

**RENOD.**

Ni o trugareqâ, Sire hac Ampereur,  
Poch eus ar vadeles d'ober demp par faveurs!  
Din-me ha d'am breudeur da vont Chevalxeryen,  
Rac-se ni bromet dêch' pellôch' da virviqen,  
Donet da exposi hor c'horf hac hor bue  
Evit renta servich bepres, d'o Majeste.

**AR ROUE,** *d'e suit*

A propos, Odonc, estrangh brasnêgwelet eo!

Ne meus responit ebet digant an Duc Beuvet?  
 Rac-se e estiman, pa na retorn d'ar gêr,  
 Qen neubeut Gidelon evel va mab Lohier....  
 Mes cetu Gidelon.... Petra zo a nêve ?....

GIDELON.

Nevezenti aoalc'h a so sur, va Roue.

AR ROUE.

Goelet oc'h eus Lohier e retorn var e c'his?

GIDELON.

Ia sur, ya Roue, en ur fêçon esqis.

Ah! perac n'on-me qet ganet mud er bed-mâ;  
 Evit na renqfen qet donet da zisclêrya  
 Dêch-u'n nevezenti quer cruel hac omâ!  
 Glacharet e voc'h sur pa vouifoch aneâ.

AR ROUE.

Larit en ber gomzou ar pez so éruet.

GIDELON.

Massacre eo ho Mab gant ar muntrer Beuvet;  
 Hac ar rest eus ho tud, epqen nemet pêvar,  
 Zo êru da Baris gant hirvoud ha glac'har,  
 Hac emedi gante corf ho Mab qer Lohier:  
 Cetu va c'hevredi ebars en langach bêr.

Ar Roue a goé semplet en eur fotell

OJER-DANOA.

Apesit ho cânvou, va Roue, m'o supli,  
 Pouvoar aoalc'h och eus da zont d'en em venji.  
 Demeus an Duc Beuvet a varo ho Mab qer...  
 Mes cetu e gorf paour och étouout er gêr.

### E I Z V E T D I A L O G.

An Ambassadourien a antregant ar c'horf maro.

AN TRI ECUIER.

O beach'infortun ha carget a valeur!  
 Ni garje bout maro ive, va Ampereur,

Evit na vizemp qet en obligacion  
 Da renta dêch ho Mab en evelep féçon !  
 Ar Roue, soutenet gant daou ecuier, a dosta da zellet ous corfe vab.  
 Ar ROUE, ouz e gontempli, e galon mantret.  
 Allas ! va mab ena, va brassa esperanç !  
 Me zonje o quelet Roue ebars en Franç,  
 Hac ê va joayou oll troet bars en hirvoud.  
 Sevgla ra an tapis, hac o vèlet e vab e losq ur griaden, hac elavar :  
 Mes cetu leün e goft à dolyou mortel tout !  
 Ar vech-mâ' grêt an tol, nè zeus qen a voyen.  
 E rafen nep sort joâ er bed-mâ birviqen.  
 Rannet ê va t'halon gant glac'har pitoyabl :  
 Ar maro a ve dîn amâ qen ágreapl !  
 Ah ! boureo detestabl ! monstr demeus an ifern !  
 Penos ! ha possub ve ne alfen-me biqen  
 Donet d'en em venji ac'hanout, den impi !  
 Pa zonjân er sort crim, on prest da araji.

#### RICHARD A NORMANDI.

O' Rôue, hòr güir dad, apezit ho cànvou ;  
 Haë o pet espéranç e Grouer an ènvou ,  
 A zo oll-galloudec ha leün eus a bùissanç ;  
 Ha nè Vürthurit qet enep e brovidanç.  
 Doue, eus on aprou, à deu d'on afija,  
 Evit gouzout ha ni a zo fidel deâ ;  
 A deu da rei d'an den, pa gar, adversite ,  
 Pa blii sive gantan, e ro prosperite .  
 Guir ê, sujet oc'h eus da vea contristet ,  
 Pa è lazet ho Mab gant ar superb Beuvet ;  
 Hogen pouvoar oc'h eus, a drugare Doue ,  
 Da laqat en glac'har, qent evit pêvar de ,  
 An insolant Beuvet, e gêryou ha uestel :  
 Mar qerit, va Roue, se ne bado qet pel.

#### Ar ROUE.

Me o ped hambiamant, Ottou Comt Ganelot ,  
 Evel un dœn credabl , da renta d'fa résolu ,

Petra ê ar sujet m'en geveus massacret  
An Duc Beuvet va Mab gant quer bras crueldet.

## GANELON.

Pa blij ganêch, Sire, presta din odianç,  
Me laro déch diraq an Tadou eus a Franç  
Hor beach pen+da+ben ebars en guiryone;  
Tud so amâ presant hac er goar couls ha me.  
Dre ho comandamant e hejomp prest ha pront  
Or seiz bete Beuvet, Duc cus a Egremont.  
Pa êrujomp eno, ho Mab, ar Prinç Lohier,  
A lavaras d'an Duc, dre gomzou familyer,  
Renta déch an tribut hac an homach ive,  
Evel ma ê dleet bep bla d'o Majeste.

Hogen an Duc Beuvet, gant calz eus a outrach,  
A laras ne rentje na tribut nac homach  
Da Roue na da zen, ebars e nep fécon;  
Hac enfin e vevje en e ziscrecion.

Ni deuas d'e repren neuse tranquilamant.  
Rac ma comze d'o Mab gant un êr suffisant.  
Qement ha quer bian, demeus a bep coste,  
Ma zeus savet qement eus a inimitie.

Ma comandas Beuvet d'unan e zoudardet  
Laqat dorn var ho Mab, ma vije prisoniet;  
Hogen ar Prinç Lohier, pa glêvas qementse,  
Allas ! a voe quer pront da denna e gleze,  
Hac à lazas unan a zoudardet Beuvet  
Ebars en e bresanc, ep nomeur a gaqet.  
Pepini a laqas neuze dorn en cleze.  
Da gomanç ar gombat demeus a bep coste:  
Ar fortun a zo bet on henep quer ponner,  
Ma zê lazet ho Mab hac an daou eçquier.

## FOUQUES.

Davantach a zo c'hoas, Amperçur puissant:  
Beuvet en deys touet ha grêt ive sermant,

Penos ne vanqje qet da gavet hòr bue;  
 Ma na doujemp deàn hòr pèvar dre hor fe;  
 Penos n'em oblijemp da renta en e vro.  
 Dêch-u, va Ampereur, hò Mab qèr en maro.  
 Hac evit disquel dêch Hé r'forz ac hanoc'h,  
 E ra renta hò Mab er gis-mâ dirazoch.

## AR ROUE.

Mar be agreapl dêch, va Doue! o pedan  
 N'am lèxit davantach er bed miserabl-màn:  
 Guel è ganen'r maro evit ha de'r vue;  
 Ne allan souft pelloch ur sort adversite.

## SALOMON A VREIZ.

Ah! Roue Charlamagn! ha possUBL ve penos  
 E ve maro un den a drôuplfe ho repos!  
 Choui zo bet allies en danjer ho pue,  
 Guelet dirac ho fac massacri hoc'h arme,  
 Gouscoude goud'e se c'houi oc'h eus bet ar c'hraç  
 D'en em venji eus se ep arreti pel bras.  
 Pa è maro ho Mab, ne dal qet deplori:  
 N'oufet qet obèr guel evit en enterri,  
 Hac en em brepari evit tenna venjanc  
 Demeus an Duc Beuvet evit e insolanc.

## AR ROUE.

Me o ped, Otrone, da gas prest o pèvar  
 Corf va Mab qet Lohier d'an Ilis Cathedral,  
 Ha grit, me o supli, iv'e ambomi,  
 Rac n'ententan qet c'hoas donet d'e enterri.

Ar pèvar Ambassadour a zorti gant ar c'hotf, en eur lavaret  
 Sire, ni reyo se, ep donet da vatrqout;  
 Ni'r c'hasso d'an Ilis gant calz eus à hirvout.

## EMON, Breur da Veuvet.

Me voar erfat penos Beuvet a zo va Breur,  
 Couscoude mè àhzao erfat, va Ampereur,  
 Ne die qet le offanç bea imponissab.

Pa en deus massaceet ar prinç Lohier ho Mah ;  
Ha n'en deus ders on Franç a rae dificulte  
D'o sicour d'en em'venj aneàn, me gréfe.

## RENOD.

Ententit, Ampereur, ha c'houi oll, Ostrone,  
Ma lavarin un dra-a zo em bolonte,  
Ne dalfe qet e nac'h : va cont an Duc Beuvet  
A zo un den fier ha meurbet amportet ;  
Hogen me oc'h assur ne lahje qet Lohier,  
Panavert ma comzas outan re demeret.  
Re altier voa Lohier, laza en e bresanç  
Unan e zoudardet ; sclér è ar gosseqanç.  
N'eus hini ac'h anomp, mar teufet d'e choqi,  
N'en dese prest desir da zont d'en em venji.

## AR ROUE.

Tao din garst an traou-se ; me er gomand dit pront ;  
Te a vo orgoillus gercoulz ha da eont ;  
Hogen, me en toué da Zoue ha d'ar Zent,  
M'en em venjo a Venuvet, en despet d'e gerent.  
Or sus, va Baronet, Tadou demeus a Franç,  
Mar on eus tam couraj, è poent tenna venjanç  
Evit en em venji eus a varo, va mab :  
Qen e vesò gré se, ne vezin qet erfat.

## IDEON.

Pepini a so prest d'aboissa déch, Sir ;  
N'oc'h eus nemet laret demp brêmâ ho tesir,  
Hac e velfoch'souden un armé puissant  
Shvet en ho réqet ebars en un instant.  
Da vont da Egremont da zistruja Beuvet ;  
Meritout a ra se, ep consciانç ebet.  
Me'n em ofr va-unan da vonet er veach,  
Ha c'houi velo neuze ha ni on eus courach.

GAERAN.

Me lavar franchamant diracoc'h, va Roue,

E comteſſe ur c'htim dirac ho Majeste,  
 Anebja ziferſe da rei déch assistanç.  
 Da zone d'en em expos evit tenna venjanç  
 Demeus au Duc Beuvet, assassin ho Mab qér.  
 Racſe e lavaràn, ep bea tame flater,  
 Penos ſur e verit ar ſufiſant Beuvet  
 Bea momesamant en beo bout diſramet,  
 Ha laqet e gêyou en tan hac en ludu,  
 Evit e récoſpanç demeus ur c'htim qer du;  
 E veubl hac e iméubl conſaſquet d'ar Roue,  
 Hac e oll zouarou privet eus e Zuche.  
 Me a ra oſr ive da ober va dever.  
 D'o ſicour da bunis Beuvet, infam muntrer.

## AR ROUE.

Princet hac Otrone, me o trugareca.  
 Bezit ſur ho comzou a ra din caiz a joa;  
 Racſe tac ſortioimp, ha bemp prest preparet,  
 Ma hayamp ni varc'hoas da ſaludi Beuvet.  
 M'en touc dre va ſept̄, va c'huſunen a Franc,  
 Ma naſve isellêt deàn e aroganç.

## NOVET D'YALOG

BEUVET, hac p suit.

## BEUVET

Daouest da oll gourdrous ar Roue eus a Franc,  
 Me mens diſquet d'e val bremâ e gontedançastil  
 Terrapl evoant tromplet, coulz ar Mab hac an Edz  
 Sonjal dre gourdeouzou donet d'ari dominat.  
 Rac m'en tout a grénn, pa on peur-revoltet,  
 Ne roadi tac abet a gement so er bed.  
 Penba! ha possub vi, ei venme bet qen hac  
 Souſri laza va zud mremes dirac va faç!  
 Ne dafſe qet e naſ'h; choas eur regretant.

N'or boa grêl paper nêt anê antieramanç,  
Da zisquel da Charles ha d'e Dadou a Franç,  
Ne roàn cas ebet demeus o fuissanç.

TREDE SOUDARD *Beuvet.*

Assurit, va Otrou, insolant voa Lohier,  
Parlant en o presanç qer robust ha fier,  
Ha laza dirazoch' unan ho soudardet  
Ebars en ho qichen : en se voa efrontet.  
Gouscoude e laràn un dra zo guirione,  
E voar bet calz re bront demeus an daou goste.  
Evit maro Lohier certen en assuranç  
A gousto o bue da galz a dud en Franç.  
Brezellyou criminel a vo a bep coste,  
Rac un dra horubl ê laza Mab eur Roue.  
Me garje bout toret va brec'h deo dre'n anter,  
Ha na vije qet bet lazet ar Prinç Lohier ;  
Rac evit ar Roue a greusse gant furi  
Qent bijen ma vanqfe da zont d'en em venji  
Eus a varo e Vab ; rac-se och assuràn  
Ne vanqo birviqen brezel demp er vro-màn.

PÊVARVER SOUDARD *Beuvet.*

Den vil hac execrabi ! te'm laqa en coler !  
Terrup sur e crenes, poltron, evit da lér !  
Hac int zo davantach evidomp ? miserabl !  
Qig ha goad int ive, an drase so anad.  
Rac-se me gred ive n'o deus netra da goll  
Nemet ur vue simpl, evel o deus an oll.  
Hac ec'h ellont bea qercoulz ha ni lazet.  
Gant o oll gourdrouzou, o c'houraj diremet.  
Terrapl e vijemp lach ha tud ep tam calon,  
Soufri hon massacri en evelep fêçon,  
Ha laza darn hon tud e presanç hon Otrou.  
Nen deus den, pa denner e vleo sur ne santo.  
Rac-se, Otrou Beuvet, na vet gant se poaniet,

Birviqen em presanç ne vezoc'h ofancet.  
 C'houïm guelo, mar be ret, oc'h exers va c'hourach  
 Ous hoc'h enemiet gant calz eus a outrach.

**PEMPET SOUDARD Beuvet.**

N'on eus afer ebet da zouti eus a ze :  
 Bea or bo bresel assuret, ep dale.  
 Rac-se, Otrou an Duc, e ven avis penos  
 E ve doublet ar goard, serret ar perzier clos,  
 Ha laqet santinel partout var muryon qèr :  
 Nep a deuyyo d'or c'hlasq neuse en er gueler ;  
 Laqât an oll armou ebars en aparaill,  
 Ma vezo prest pep tra aroc mont d'ar vataill.

**BEUVET.**

Oh oh ! ne voar qet prest, va mignon, c'hoas da se ;  
 Ne vo qet qer foll-ze, me a gred, ar Roue  
 Dont e qer ber ainzer da livra demp combat.  
 Me garfe e teufe, demeus a galon vat ;  
 Rac me renonç a genn d'am stat ha d'am madou.  
 Mar deu en personach Charlamagn en hor bro ,  
 En devo ur banquet evel hini e vab ;  
 Rac sur, p'en-em fachàn, me ne ràn qet a voab.  
 Me am eus c'hoas tri breur, zo coulz ha me Duqet,  
 Me gret e c'hoarifont un tol prest em reget.  
 Renod hac e vreudeur zo ive nizyen din ,  
 Ha inar cassàn cannad eus va feurs d'o fedi ,  
 E tigassint prest din ur vanden soudardet ,  
 D'ober faç da Charles ha d'e oll vignonet.  
 Ha ma ne vemp qet c'hoas crén aoalc'h evite ,  
 Me bedo Sultan bras Constantinopl ive  
 Da zigas din buan un arme payanet :  
 Ne refuso qet se, dre ma zomp mignonet.

**C'HOUEC'HVET SOUDARD Beuvet.**

Otrou an Duc Beuvet, gant ho permission ,  
 E credàn-me bremâ qemier an hardisson

Da lavaret un dia ameus clévet bremàn ;  
 Aou ameus n'am blamfach ma n'och avertissàn.  
 Biscoas ne voe guelet, un arme quer ponner  
 Evel ebars en Frang bremâ e ramasser  
 Gant ar Roue Charles, evit o tistruja.  
 Rac-se bet píeparete da résista quâ ;  
 Rac an Tadou a Frang, pepini anese,  
 Zo comandet deàn espies, gant ar Roue,  
 Pourvei oll zicour pep den en e gartier,  
 Evit venji varnoch maro ar Princ Lohier.  
 Richard a Normandi a zigas Normantet,  
 Ar Roue Salomon a zigas Bretonet,  
 Ojer-Danoa ive a ro e varqisién.  
 Hac enfin, pepini a bourve e vanden  
 D'en em unissa tout gant a Roue a Frang,  
 D'en em venj ac'hanoch gant calz a violanc.  
 Qement-mâ a zo guir, Otrou an Duc Beuvet:  
 Ne laràn netra déch na veler an efet.

## BEUVET.

Me renonç d'ar Roue, ne ràn fors aneâ.  
 Ursus eta, va zud, ret ê apparissa,  
 Pourve dê saladen abars ma vint êru,  
 A vo asêsonet a bebr ha guineg ru.  
 Ret vezo déch brêmâ, c'houi, va daou dijentil,  
 Ober prest em reqet peb a veach util.  
 It o taou eus va feurs da gavet va breudeur,  
 Da suplia anê dre c'hraç ha dre faveur,  
 Penos mar pretantont e vezomp mignonet,  
 E pedàn aneze'da Bourve tud armet,  
 Ha dont da Egremont neuze gant dilijanç,  
 D'am sicour da repous ar Roue eus a Frang.  
 Me oped, c'houi, Regnier, dre ma oc'h va mignon,  
 Da vont betec va breur Jérard a Roussillon.  
 Roit deàn da entent ebars e langach bêr,

Hep ober complimant, penos emain afer.  
REGNIER.

Pa blij ganêc'h, Otrou, rei din comission,  
Me ya bete an Duc Jerard a Roussillon,  
Hac a laro deân, dre ma on conessant,  
Oc'h eus ar veach-mâ un afer important;  
Anfin, oc'h eus c'hoant bras e teufé d'o sicour,  
Da rei déch' asistanç enep oc'n adversour.  
Me ya da bartia, Otrou, pa ê d'o crât,  
Rac an amzer a bress me a voar se erfat.

BEUVET.

It, va mignon Fosson; me o supli ive  
Da ober em rejet eur veach hep dale.  
It da gavet va Breur an Duc eus a Nanteill,  
Ha lavarit deân, ep caqet na merveill,  
Mar en deus evidòn e nep sort amitie,  
Rei din e assistanç, pa meus necessite.  
Choui a ell disclérya amploc'h ar gонseqanç,  
Penos on menasset gant ar Roue a Franç.

FOSSON.

En fe a zijentil, Otrou an Duc Beuvet,  
Me rîi fidelamant se sur en ho rejet;  
Hac ho preudeur ive ne refont nep difter.  
Evit rei déch' sicour en evelep afer.  
Me ya eta, Otrou, en beach prontamant,  
Rac an amzer a bress, me a vel ze patant.

BEUVET.

Sortial a ra.

Evit va breur Emon, ne meus qet ar greden  
E rasen va frofit donet d'en digemen;  
Ennes a grën qement rac comzou ar Roue  
Evel ma ra'n deillou gant an avel er goe,  
Ha ne grete biqen disoblija Charles:  
Goell e ve gantan soufr confusion ha mez.  
Hogen e vugale so pêvar den vaillant,

A

A rofe dìn sicour me gret fidelamant;  
Hogen ne on penos dont d'o avertissa,  
Ret ê tremen epte evit ar veach-mâ.  
Allas ! va mab Mojis a so ive absant,  
Vaillanta den a zo er bed antieramant:  
Ma ve ennes er gêr hâ pêvar mab Emon  
A combatfe Charles en desir ho chalon.  
Mar em outrajer re, ar re-ze a disfe  
Dont da denna' vidòn venjanç eus ar Roue.

**EILVET SOUDARD Beuvet.**

N'o pet qet a chagrin, Otrou an Duc Beuvet,  
Bea oc'h eus breudeur, qerent ha mignonet,  
Pere so en pouvoar da rei déc'h asistanç  
Da repoussi gant nerz ar Roue deus a Franç;  
Rac-se, demp da laqat hon armou en etat:  
Goell ê bea abret evit re diveat.

**BEUVET.**

Demp d'en em brepari da receo va breudeur;  
Me gred en em gafont ep retardi nemeur.

**DE G V E T D I A L O G .**

**JERARD A ROUSSILLON.**

Me so hanvet Jerard, Duc eus a Roussillon,  
A el laret ep gloar hac ep presompcion  
Em eus bet ar gourach qement d'en em avanç,  
M'on bet choaset upan an daouzec Tad a Franç;  
Ar pez zo un enor considerabl meurbet,  
Ne ve roet da zen ep er bout meritet.  
Me meus bet asistet ar Roue deus a Franç  
En occasionou demeus a importanç;  
Me a meus alies exposet va bue  
Da genderc'hel Charles, da ogmanti ar fag  
Mès evit guirione n'en deus qet ignoret

G

Ar servichot fidel am' eus deàn rentet:  
 Elevet an gantàn ebars en dignite  
 Dign demeus va merit ha va c'hapacite.  
 Rac-se, Chevalieryen, me a ro dèc'h avis  
 Em eus brèmà desir da vònes da Baris,  
 Da renta d'ar Roue va omach ha respect,  
 Rac biscoas, m'en toue, n'em boe brassoc'h souet  
 Evel hijo an de da tei deàn sicour  
 Da-vout d'en ein venji demeus e adversour.

**QENTA CHEVALIER Jerard.**

Duc Hobl ha puissant, mar oc'h eus bolonte  
 Da vònes da Baris, nà a yélo ivè;  
 Rac mè et prouet dèc'h mar doc'h demeus a grat  
 Da sieur Charlamagn, choni a vez deut mat;  
 Rac be en eus brèma un tetrupl enemi,  
 Ha ne vanqo James da zont d'en em venji  
 Eus aneàn certen; mes me en toue dèc'h,  
 Adversour af Roue a zo sur mignon dèc'h.

**JERARD.**

An nep so enemi d'am Prince ha d'am Roue,  
 Me bromeo dèc'h erfat a so dime ivè.  
 Lavarit din piou è, ep arréti pelloch.

**AR C'HENTA CHEVALIER.**

Setu drù un den a larò dèc'h amploc'h.

**REGNIER, Ambassadour Bouvet.**

Saleu Otrou an Duc Jerard a Roussillon.  
 M'so deupt d'o cavet, mes nonpas ep rezon,  
 A beuts ho preur ena an Otrou Duc Beuvet,  
 A rent dèc'h, d'ic'ennòz, è endr ha respect,  
 Peinf o suplì, gant peb civilité,  
 Mar oc'h eus evitan brèmà nep amite,  
 Da obet dilijanc da bôurves tud armes,  
 Ha d'ont da Egremont prontamant de gavet,  
 Evit en jasita ebass en egn afer

A zo a importanc; mes an termen zo bêz...  
JÉRARD.

Petra è au afer? larit en ber gomzouz  
Crena a ra ar goad ebars em goaziou.

REGNIER.

Allas! eur maleur bras, Otrou, zo éruet;  
Pa gléfot an afer, c'houi vezò spouronet:  
Mab ena ar Roue, ar Prinç vaillant Lohier,  
Fouques ha Ganelon ha pêvar Ecuier.  
A voa bet deputet eus a beurs ar Roue,  
Da vont da Egremont an de qenta a Vê,  
Da lavaret d'o preur renta d'ar Roue Franc  
An tribut ordinal hac an oboissanç.  
N'en dòn qet ar flater, me lavar guiriose,  
Re choquant o deus bet comzet a bep coste,  
Hac an eil comz choquant so tennet da ebear,  
Ma zeus chomet pêvar maro var an dachen.  
Unan a dud ho preur ha mab epa'r Roue,  
Daou Ecuier déan so bet lazet ive  
Ma medi ar Roue oc'h ober pouryeanc  
Da zont da Egremont evit tenna verjanguio  
Demeus an Duc Beuvet, eus a varo Lohier.  
Setu en bêr gomzou penos ema'n afer.

JÉRARD.

O! qêlou meurbet trist, funest ha detestabl!  
Setu an Duc Beuvet ar vech-mâ miserabl!  
Cos e vo d'e-valeur ha da ruin e ligne,  
Pa à bet qer mechant haza mab ar Roue.  
Or sur, Gheyleryen, petra leverit u?  
Setu difficulte demp brêmar a bep tu;  
Mar sicorâr va bfeur, Charlamagn a facho;  
Ha ma na rân iwe, ar bed oll am blamé.

AN EIL CHEVALIER.

Biscoas ne broposjoch netra tout em pressang.

N'am bije'n ardisson da zont d'en em avanç  
 Da zisclêry va avis var ar pes a larjec'h;  
 Hogen brêma, Otrou, me a anzavo dêch  
 Penos ne gredân qet diger i'va ginou  
 Da lavaret netra dêch var ar sort qêlou.  
 Difficulterou bras so demeus a bep coste.  
 Un dra choqant bras ê laza Mab eur Roue !  
 Neñze an Duc Beuvet a zo ho preur ena,  
 Hac ec'h ellit ive rei assistanç deâ.  
 Troublét ê va speret pa zonjân en afer:  
 C'houï yoar goell evidòn petra so da ober.

## AR CHENTA CHEVALIER.

Mar och eus vit ho preur, Otrou, nep amitie,  
 Roit dêan assistanç en e nécessite,  
 Hac e rei goude ze evidoc'h ar pareil.  
 Dônet a rei ive an Duc eus a Nanteil.

## JERARD.

Allon éta ; va zud, en em rezolvomp pront  
 Da vont brêmâ zouden etreze Egremont :  
 Pa dlefê ar veach coustout din va bue,  
 Oblijet on d'am breur 'mui évit d'ar Roue.

## AN EIL CHEVALIER.

Demp ta, Otrou an Duc, p'och'en em résolvret,  
 Ni zicouro fidel an Otrou'n Duc Beuvet.

## UNNECVET DIALOG.

An Duc JERARD a ya dâ Egremont gant e amme.

AN DUC A NANTEUIL HA DAOU VARON.

## NANTEUIL.

Me a zo Duc puissant ebars contre Nanteuil,  
 Hac a hel assuri, ep lavaret merveil,  
 On deus ar re genta a so ebars en Franç,  
 Qen demeus a ligne ével eus a buissang.

Na a zo pêvar breur so Duget hor pêvar,  
 A non eus qet cavet or par var an douar;  
 Ni on eus bet qement avancet hor fortun,  
 Ma hellomp, mar caiomp, pretanti d'at gurun;  
 Mes brêmâ, Baronet, me a lavaro déch'i  
 Un dra ameus clévet a ra dîn calz a nec'h.  
 Ret ê ec'h ententach' ar Roue deus a Franç  
 A zo bet qen hardi da zont d'en em avanç  
 Da zont da zeputi e vab ena Lohier,  
 Fouques ha Ganelon ha pêvar Ecuier,  
 Da vont da Egremont da soumeti va breur  
 Da bêa evel qent tribut d'an Ampereur;  
 M'o deus comzet qer rust demeus a bep coste,  
 Qen nan dê comancet entreze ar melle.  
 Lohier en deus lazet unan a dud Beuvet,  
 Mes Lohier ha daou all so ive massacret,  
 Ha rentet er stat-se d'e dad ar Roue Franç,  
 Evit en difia : na pebes insolanc!  
 Mar dê guir qementse, me oc'h assur erfat  
 Ez ê va breur Beuvet ar vech-mâ miserabl;  
 Rac evit Charlamagn, me voar se a dra sclér,  
 A venjo var va breur maro e vab Lohier.  
 Me meus choant e chafe ur c'hannat em reqet  
 Bremâ souden vantan bête va breur Beuvet,  
 Da chout hac en zo guir se évit assuranc.  
 Ret vo, mar be lezom, rei deân assistanç,  
 Rac me ve brûsunet qer munut ha pâste,  
 Qent ma sôfsten ober nep outrach d'am lîgne.

#### QENTA BARON AN DUC NANTEUIL.

Outrou, ne gredân qet e ve guir qementse,  
 Pa na zigas Beuvet eur gannat o pete,  
 Da supli a chand'ch da bourvei tud armet,  
 D'er zicour d'en em venj eus e enemiet;  
 Enemiet en deus, mar dê lazet Lohier,

Se a vago en Franç brezeliou criminel ;  
 Rac nerz ha puissanç a zo a bep coste ,  
 N'en deus qet, me'n assur, fin c'hoas da gement-se.  
 Mes êru ê Fosson, unan a dud Beuvet ,  
 Ni a glêvo brêmâ petra zo c'hoarveet.

## FOSSON.

Bonjour, Dûc puissant, ha déch' oll, Baronet ;  
 Me zo deut o pete, mes non pas ep sujet ,  
 A beurs an Duc Beuvet evit o saludi ,  
 Ha d'o pedi ive gant pep sort courtoazi ,  
 Mar be ho madelez rei deàn asistanc .  
 Ebars en eun afer demeus a importanc .  
 Qer ponner ê'r fortun sur a enep ho preur ,  
 Ma voar eus a bep tu e clasq. deàn malheur .  
 Ar Roue Charlamagn hac e Balatinet .  
 O deveus conspiret ruin a Duc Beuvet ,  
 Hac e voar var ar poent da laqat e carnach .  
 An oll en Egremont, coulz ha bian ha bras .  
 Ha Beuvet, mar geller , a vezp disramet  
 Ebars en carteryou gant pep sort crueldet .  
 Rac-se en o supli humblamant bras ho preur ,  
 Mar och eus nep true o velet e valeur ,  
 D'ober prest dilijanç da pourvei tud armet ,  
 Da zont da Egremont prontamant d'e gavet .  
 Mar grit se evitan , Otrou an Duc Nançet ,  
 E réyo goude-se evidech ar pareil ;  
 Hac e vo oblijet déch' epad e yng .  
 Setu va c'hevredi brefamant , Otrone .

AN EIL BARON.

Petra ê ar sujet ma vê qer coleret  
 Ar Roue Charlamagn ous an Otrou Beuvet ?  
 Gocchal en em garient dre un amour fidel ,  
 Ha brêmâ emedint chemiet mortel :  
 Eur chanchamant estranh e zé sus qemepst .

Ha guir eo ê lazet Lohier, mab at Roue,  
 Ebars en Egremont gant an Ottou Beuvet?  
 Rac ni or boa a ze un dra benac clêvet;  
 Mar dê guir qementse, me oc'h assur erfat  
 E teuyo Charlamagn da rei deàn combat.

## FOSSON.

Allas ! se ar sujet hac an occasion  
 A laqâ calz a dud en desolacion  
 En Rouantelez Fianç etoues an dud-jentil,  
 A vago eur brezel criminel ha civil.

## NANTEUIL.

Me am' eus entenet penos ema'r choari;  
 Rac-se, va mignonet, demp d'en em brepari  
 Da vont da Egremont da assista va breur,  
 Ma vomp éru éno qent tud an Amperent.  
 Ha mar or be nep aon da vea surprenet,  
 Ni deuy c'hoas d'ar vro-mâ da bourvei soudardet,  
 Qement ha quer bian, ma réyomp ar voyen  
 Da allout repoussi hon oll adversourien.

## AR C'HENTA BARON.

Otrou, pa zezirit, me zo prest da vorret.

## AN EIL BARON.

Ha me a yêl iye, ep nep diser ebet.

An Duc Nanteuil, e zaou Varon hac an armé a parti evit  
 mont da Egremont da zicour an Duc Beuvet.

## DAOUZECVET D'IAELOG.

## AN DUC EMON HAC E VUGALE.

## EMON.

Orsus; va bugale, pa omp amâ hor pemp,  
 Emeus desir bremâ penos e conserfemp  
 Var sujet ar maleur a zo bet choarveet  
 Etre tud ar Roue hac vch' cont Beuvet.

Onnes zo eun afer noazus en assuranç,  
 A gousto o bue da galz a dud e Franc.  
 Puissant ê ar Roue ; mes, ep dont d'e fatal,  
 Va breur a zo ive demeus ar c'hoste all.  
 Mar en em unissomp gant ar Roue Charles  
 Da gombati va breur, e ve demp calz a vez ;  
 Mar sicouromp Beuvet a enep ar Roue,  
 E vimp adversourien deàn hed hor bue :  
 Or, evit evita na vezimp tamallet  
 Demeus a nep coste , emeus bremâ sonjet  
 Penos e ve mat demp monet bremâ d'ar gêr,  
 Ha na soursifomp qet enep tra en afer.

## RENOD.

Va zantimant, va zad, za control d'oc'h ini ;  
 Rac me bretant monet, ep camet arêti ,  
 Bremâ zouden vantan etreze Egremont ,  
 Demeus va oll pouvoar da zicour va eont  
 A enep ar Roue hac an Tadou a Franc,  
 O deus eur vepris vras evit hon alianç.  
 En pales Charlemagn ez eus Chevalieryen  
 Hac a verit assur bout hanvet traitourien ;  
 O deus calz a valis , er fêçon ma comzont ,  
 Ous va eont Beuvet, Duc eus a Egremont ,  
 A gonséil ar Roue da rei brezel deàn ;  
 Mes m'o recompanso eur veach, ma'r bevàn.  
 Rac-se ta , va-breudeur , mar querit ac'hanon ,  
 Deut ebars em reqet da zougen an armou ,  
 Da zicour va eont er sort occasion :  
 Poent e demp temoigni penos on eus calon .  
 Me zispenfe va c'hig va-unan gant va dent  
 Qent evit ma vanqfen da zicour va c'herent.

## EMON.

Oh ! va mab quer Renod, ha possabl ve penos  
 E ve c'houi ar chenta a drouplse va repos ?

C'houi ê va mab ena, hac em boa esperanç,  
 E rentjec'h dîn bepret pep sort oboissanç,  
 Hac e rit ar c'hontrol, erve a velân-me,  
 Pa fel déc'h revolti a enep ar Roue,  
 Peini a zo demp Souveren temporel,  
 Hac e tleomp bea deàn bepret fidel.  
 Dent da gonsideri, m'o ped, va bugale;  
 Och grêt Chevalieryen bremâ gant ar Roue,  
 Eun enor ar brassa a oufet da gavet;  
 Rac-se, me o supli, na vet qet obstinet  
 Da zont en nep fêçon da choqi ar Roue,  
 Pe ne vo birviqen entreomp amitie.

## GUICHARD.

Ebars er guir lezen dre zorn Doue scrivet  
 Ez eo d'ar vugale tout expres commandet  
 Bea oboissant bepret da dad ha mam,  
 Dindan boan da bec'hi ha da goea en blam,  
 N'en dê qet vit loënet ê grêt al lezennou,  
 Mes vit an dud epqen, evit m'o observo;  
 Rac se, va breur Renod, oboissomp d'on tad;  
 Parlant a ra certen ebars en termen mat.  
 Demp-ta d'ar gêr gantân, ha neuze var hor poez  
 Ni velo petra rei an impaler Charles.  
 Mar chagrin va cont dreist muzur ha rôzon,  
 Ni yôlo courajus, evel pêvar leon,  
 Da gavet va cont evit en asista,  
 Pa diefemp evit se donet da berissa.

## RICHARD.

Penevert balamour ma tle peb guir vugel  
 Cavet evit e dad' eur respect naturel,  
 Me haje va-unan, pa na deu den ganén,  
 Da sicour va cont a enep ar Roue  
 Mes enfin, demp d'ar gêr, neuze ni a veld  
 Ep ober tam seblant, pe sort c'hoari a vo,

R

## RENOD.

Me en tou dêch aman, dre Dope ha va chroas,  
 Penos mar gra't Roue d'am cont nep outrach,  
 E vo guelet c'hoari, m'och assur, bars en Franc;  
 Mes evit eyn neubaut reposomp en silanc.

## EMON.

Demp eta, me o ped, buan, va bugale,  
 Ma partifomp ac'han, ep ma voeo'r Roue.

Emon hac e Vugale a zorti deus a Baris.

## TRAIZET DIALOG.

AN DUC BEUVET hac e suit.

## BEUVET.

Chagrin ha trechamant ameus, va mignonet,  
 Pa deuan da zonjal petec'h ez é manet  
 Ha Fosson ha Regnier, hac i've va breudeur,  
 Da sicour ac'hanon enep an Ampereur.  
 Mes setu éru din va c'holasacion :  
 Me a vel och antren va zientil Fosson,  
 Hac eus at c'hoste all va mignon bras Regnier.  
 Orsus, va mignonet, penos emain afer?

An duc Ambassadour a autre en Castel Egremont.

## RENNIER.

Me a meus grât, Otron, bref va c'homission :  
 Éru é var va lerc'h an Duc a Rouassillon  
 Gant e Chevalieryen, hac int oll xesolyer  
 Da sicour ac'hanoc'h eas och enemiet.

## FOSSON.

Me, Otron Duc Beuvet, va laver sar pareile  
 Éru éub pele an Duc eus ja Nanteil  
 Gant calz eus a baissang evit och assista.  
 Racor bet preparet da recceo anca.

Il estoit Vron Beuvet hat omme a autre en Angoumois.

JERARD.

Bonjour déch', Otrone, gant ur guir amitié.  
NANTEUIL.

Me a reget déch' tout pep sort prosperite,  
BEUVET.

Dewet mat, va breudeur, ra veoch' oll em zi,  
Me ya da boqat déch' a hini da hini.  
Ne doutàn qet penos oc'h eus oll ententet  
Petric è ar sujet ma meus c'hoant d'o cavet.  
Ar Roue Charlamagn a zonch er veach-mâ  
Ep neper remission donet d'am distruja;  
Hac evel, va breudeur, ma ouzoc'h oll erfad  
Omp ganet eus eur vam hac eus eur memes iad,  
E tleomp n'em sicour e peb occasion:  
Me gred ec'h ouzoc'h oll a betra è qestion.

JERARD.

En emi sicour à dleomp, me a voar erfat se;  
Mes re outrajus voach', m'en lar en guirione.  
Evit ar Roue Franç da c'houlen diganêc'h  
An tribut, an omach, ne'voa qet dleet déch'  
Dont da laza e vab dre un dransportamant;  
Hac ober davantach, evit eun decrimant,  
Da bêvar Chevalier renta deàn e vab  
Er gis-se massacret : an dra-se voa choqabl.  
Ne qet c'houi a bretant rei brezel d'ar Roue?  
Calz a draou azo c'hoas da lavaret var ze.  
Oc'hunyan ez oc'h test demeus ar victoryou  
En deus bet goneet e calz a brovinçou.  
Ar Roue deus a Franç so eun den redoutet,  
Cavet afer ontàn n'en dê qet tra êset;  
N'en domp netra deàn mel lavar evel guir,  
Mui evit clese coat en qichen unan dir.

BEUVET.

Hil possabl ve, va brieur Jerard a Roussillon;

Eve êt var da gorf eur c'hoc'h en a boeltron !....  
 Me voar er fat e meus grêt eun tol follente ,  
 O'veza bet quer pront da laz' mab ar Roue ;  
 Mes den ne'n em chöcje certen querqent ha c'houi ,  
 Ma vije cannet déch ar memes vileni  
 Evel a soufris-me eus an dud arogant,  
 Bars em pales memes, ha tud va lez presant.  
 Va zreti a goqin ha calz' injuriou c'hoas ,  
 Lasa unan va zud memes dirac va fas.  
 Ha ne gavit-u qet e voa poent din disque  
 Penos em boa eun dra eus a otorite ?  
 Ne zeus grêt din netra na vo grêt qercouls déch ,  
 Mar beet re jentil, me'n lavar hardy d'ec'h ;  
 Ha ma n'am sicourit er sort occasion ,  
 Me bedo ar Sultan demeus a Vabilon  
 Da rei din asistanç ebars en afer-mâ ,  
 Ha ne vin oblijet déch demeus a netra .

#### NANTUIL.

Guir ê a pez a lar va breur an Duc Beuvet :  
 Mar beomp re jentil, e veomp sufoqet  
 Gant ar Roue a Franç en lies féconiou ,  
 Ha tolet var hor c'hein nombr bras a druachou .  
 Guir ê sur ar Roue zo eun den redoutet ,  
 Mes non pas evitân , mes vit e sujetet .  
 Piou a ampech a lestr da zont da berissa ,  
 Nemet ar pilot mat peini so ennâ ?  
 Piou en deus difennet ar Roue Charlamagn  
 Ne zê bet surmontet ebars en Allamagn ?  
 Haç er brezelliou oll en deus antreprenet ,  
 Piou, muyoch evidomp, en deus er sicouret ?  
 Ni on eus er pouiset en hent eus ar fortun ,  
 Ha laqet gant hor brec'h var e benn ar gurun ;  
 Ha brêmâ ne ra demp bepret nemet outrach ,  
 Haç e teu d'on treti cvel pa vemp tud lach ;

Ha tud n'o defe qet rentet deân servich !  
 Rac-se me lavar déch', ep ober couardis,  
 Mar en em sicouomp fidel evel breudeur,  
 N'on eus qet a afer da douja'n Ampereur :  
 Ni rîi brezel deàn qement hac a garo ,  
 Ni a voar coulz hac én exersic an armou.

JERARD.

Me ne ziferàn qet da rei sicour d'am breur ;  
 Gouscoude em eus aon na glasqomp hor maleur.

BEUVET.

Courach, va breudeur qèr, ha c'houi, va mignonet ;  
 Ni repouso Charles, daouest m'ê redoutet.  
 Demp d'en em divertis , da eva, da zebri ,  
 Ma or bezo courach pa vo ret combati.

Sortial a reont tout.

## PÈVARZEC VET DIALOG.

AR ROUE *hac esuit gant an instrumanchou brezel.*

AR ROUE.

Me lavar déch', va zud, Princet ha Baronet ,  
 E varvàn gant chagrin hac impaciantet ,  
 En defot va allàn vomissa va c'holer  
 Var an impi Beuvet, muntrer va Mab Lohier ;  
 Rac me'r promet deàn , mar don Roue en Franç ,  
 Ma na ràn er staga en croug ous eur potanç ,  
 P'otramant me rîyo ma veo disframet ,  
 Evit disquel exempl partout d'am sujedet.

ISAKAR.

Qement hac a fell démp , Ampereur redoutet ,  
 E dont d'en em venji deus oc'h enemiet ;  
 Gant impaciantet e c'hortoemp an de  
 Ma vijec'h , va Roue , en ho comodite  
 Da obet d'oc'h arme marcha da Egremont ,

Betec an Duc Beuvet, d'en vén ha divergont,  
 Evit gant violanç donet d'en distruja,  
 Ha da venji varnàn matò ho mab ena.  
 Mea me lavaro dêc'h eun dra ne ouzoc'h qet :  
 Emon hac e vipien a zo en em dennet  
 Ep laret gir ebet ermes eus ar pales ;  
 Ne ouzon qet hac int o dese bolontes  
 Da vont da Egremont evit sicour Beuvet,  
 Balamour ma int tout querent ha mignonet.  
 Et int ep laret gir er mès eus a Baris ;  
 Ne on qet evit guir petra ê o avis.

## CHARLAMAGN.

Me'n toué da Emon, ia, mar don Roue,  
 Me a rêyo ma vo quer deàn qementse.  
 Ret è laret ez è incivil, insolant,  
 Mont ermès va fâles hep va c'honsantamant !  
 Mar be qen aheurtet mont da sicour e vreur,  
 Me'n asur vo certen evit clasq e valeur.

## NÊM.

Ne gredàñ qet e vè nemeur coupabl Emon,  
 Ia, da viana, gant eur gondicion :  
 Mar dê subtilamant en em dennet d'ar gêr,  
 N'en em sourcio qet en nep gis en afer.  
 Ne dle qet an eil breur mont enep egile,  
 Nac ive qen neubeut a enep ar Roue ;  
 Rac-se mar car Emon chom en paciantet,  
 Ne gavân qet penos e tle bout tamallet.

## CHARLAMAGN.

Enfin, ni a velo penos vo ar c'hoari ;  
 Rac-sé, va zud fidel, partiomp, m'o supli,  
 Evel fid courajus bremâ da Egremont,  
 Da zisquel da Veuvet è manget en e gont,  
 Dêc'h-u, Ojer-Danoâ, pa ne doc'h qet couard,  
 E rôan-me ar soign demeus va avan-gard,

47

Hac eus an a Oriflam, ar guir anseign a Franç,  
Dre' meus bepret ennoc'h calz eus a gonfiang.  
Cunduit va armé evel m'ê necesser;  
Gout a rit pel a so al lezen militer.

OUE-DANOA.

Pa roit din-me'r soign, o Roue Charlamagn!  
Demeus och avan-gard ha demeus och ansagn,  
Me ra a neve flam sermant d'ec'h, Impalor,  
Penos ne vanqùn qet da ober va dever;  
Ne'n em espernì qet d'exposi va bue  
Evit renta servich bepret d'o Majeste.  
Me voar erfat pendz an Duc a Egremont  
A zo deus va ligne, dre ma è va cont;  
Mes me a voar ive penos è criminel,  
Pa è bet qer meehant laza ar princ Lohier,  
Ha ne bretantan qet donet d'en esperni:  
Me zeclar a vremàn on deàn enemis  
Mar gràn nep trahison, Sire, en oc'h andret,  
Me'n em gondaon qenta da vea punisset;  
Me a souf're qentoe'h bea hachet én beo,  
Qent transgressi ini deus o courchementos.

RICHARD A NORMANDI.

Displegit an anseign, sonit tabourin bras,  
Vit me'n em gourajo an oll; bian'ha bras,  
Ma-partifomp bremâ en hano an Drindet:  
Venjanç! camaradet, eus ar muñter Beavet  
... Berlakaz m'matide da vont da Egremont.

~~P E M Z E C V E T D I X T O G.~~

*Arme ar Roue a ra eun dro var an teatr, hac  
en emaret e tal qér Egrentont.*

CHARLAMAGN.

Anfin, qerzet on eus qer dilijant ha pront;

Ma omp dija rentet e qichen Egremont ;  
Rac-se, sonjomp ha ni a antreo fete,  
Pe ni a chortoyo var ar c'hoas er beure.

**BERTELOT, Niz ar Roue.**

N'en dê qet enorabl, Ampereur redoutet,  
Labourat en traitour ous an enemiet ;  
Me ve guell calz ganén cas eun ambassadeur  
Betec an Duc Beuvet hac ive e vreudeur ,  
Evit o defia abeurs ho Majeste ,  
Da lavaret déze e bref ho polonte.

**CHARLAMAGN.**

Va niz qèr Bertelot, c'houi a gomz gant serveur,  
Rac-se o teputan evel Ambassadeur,  
Da vont bete Beuvet, ha lavarit deàn ,  
Ep ober compliment, penos en defian ;  
Enfin penos on deut ar vech-mâ da laqat  
Ar pave en e gér da ruia gant ar goad.

**BERTELOT.**

Ampereur puissant ! pa ê ho madelez ,  
E in ar veach-se, ha ne vanqin james  
Da laqat ho tesir en execucion.  
Me ya eta var-se bars em c'homission.  
Me meus ive c'hoant bras pel so deus a amzer,  
Da vesji var Beuvet majo ar Prinç Lohier.  
Adieu déch'ya va Eoat, ha c'houi, Tadou a Franç,  
Me rento déch' respont ebars en dilijanc.

**CHARLAMAGN.**

Ha ni n'em retiromp ebars er sobourjou ,  
Vit en em iastrechi ha dressi hon armou.

Sortial a ra gant e suit hac e armes

**FIN EUS AN ACT QENTA.**

PARIS 1850. LIBRAIRIE DE GARNIER FILS.

Digitized by Google

## EILVET PROLOG.

O DITORET parset, carget eus a brudang ;  
 Pa velan ac'hanoc'h o telc'hel ar silang .  
 Me ya da ziscléry déch'an Eil Act en Histor ;  
 Bezit oll attantif , me o péd gant enor.

Charlamagn a eure e zilijançou pront  
 Da ataqi Beuvet ebars en Egremont.  
 Ha ! na pebes combat a voe er memes plac !  
 Henno gant goad an dud e ruye ar yeot glas.  
 Enfin , an Duc Beuvet dre'r pes ma e coupabl ;  
 A bromet d'ar Roue repar maro e Vab .  
 O tont d'er zervicha gant daou-c'hant den armes ;  
 Setu var gementse an acord concluet.

P'oe éru an termen , e teu an Duc Beuvet  
 Da ober pourveanç demeus a dud armes  
 Da vonet da Baris oboissant ha prest ,  
 Hogen arrêtet voe dre eur maleur fungst.

Ret e c'h ententac'h conseillou ar Roue  
 Voa neuse composet demeus à ziou ligne :  
 Eur rum a voa ané qerent d'ar Rouanez ,  
 Certen tud avius ha leun a draitourez ;  
 Hac ar re all a vea qerent d'an Duc Benvet ;  
 Hac vel Tadou a Franc e voant calz redoutet ;  
 Ha ma voa jalouzi entre an diou ligne ,  
 Da c'houit piou voa'r muia en speret ar Roue ;

Qerent ar Rouanez , Fouques ha Ganelon ,  
 Ha calz eus a re all a vemes nacion ,  
 A inspiras Beuvet pa voa en hent o tont ;  
 Hac cycel tud barbar en e assassinjont.

E

~~Amor et amitié en tol-trahison.~~

Mes e dud o deyo a gementse rézon.

Biscoas sut maro den le voe en Franc qen quer  
Vel m'oe maro Beuvet, c'houi velo gant amzer.

Mojis, mab da Veuvet, a yas gant courtoasi  
Bete mibien Emon, a voa e gendervi,  
Hac an daerou o scuill demeus e zaoulagad,  
O fedas d'et zicopr da venj, maro e dad.

Renod hac e vreudeur a bromet d'o c'hender  
Penos maro e dad a yê da gousiout quer.  
Ma hejont da Baris assambles gant o zad,  
Da c'hoari an tricon a esperont erfat;  
Rac Rehod a lazas en palez Charlamagn  
Berielor, e niz propr, ep nemeut a vorgagn.  
Rac-se ar Roué Franc a gonjurias Emon,  
Da c'bout hac én a voa coupabl a drahison.

Emon evit bea discang a vugale,  
A renongas déze en presanç ar Roué,  
Hac e tou davantach, var levr an Avief,  
En em disclêry dése eun enemi mortel.

E qichen eur c'hoat bras, hanvet Forest Darden,  
Eno en em guzas prest ar chevalieryen,  
Elêc'h ma vatisjont eur c'bastel imprenabl;  
Hogen, atadet v'gent ep dale gant o zad.

C'houi veloze amber simplechi, gentegraq Dene:  
Rac Baeven impoltua, meo gement wa c'honje.

## A C T E I I I.

## Q E N T A . D I A L O G .

AN DUC BEUVET *hac e' suit à autre.*

BEUVET.

Evit ar Roue Franç da zont d'or menassi,  
N'en deus qet credet c'hoas donet d'on attaqis.  
Rac-se, pa omp lezat en peachi bete vrémâ,  
Ret è demp, mignonet, en em divertissa;  
Ret è demp chasseal obars en foiestou,  
Hac er memes amzer obars et champagnou.  
Da chout ha me allo exercice speset,  
Peini a gavân eun neubeud contristet.

EILVET Soudard *Beuvet,*  
Sujet oëh-eës, Otrou, da obert eur classes,  
Habn pas d'art bleyzi qen neubeud d'ar mocht gots.  
Mes d'ar c'hoas coquicet traictour: hæ devorant,  
O' deus c'hoant ar vech-madd'o laqat da neant.  
Biscoa ne vœ gôde leuson armes qers pqmote  
Evel a so catapet, Otrou, dirac'noh qèr'mos.  
Prest int memesamant da livra demp assota.  
Mes me vël o'tenec dlo cauer eun Herod'o sif

BERTELOP *la tante hac oba banaeois*  
Me o'salut, Beuvet, ha c'hoqu' oft, Otrou; gaff!  
Deut on da anonç d'ee'li sér eut chêlou nêve:  
Deus a bœufs va bon ar Roue deus a Frângyéis.  
A so banaiveet partout e'buiesq'z; su l'avo.  
Zo èrà en ho pro'gant ed a ouvigeoz mil idem.  
Qen a iñfancie veja c'hovaligreux a l'avo.  
Rac-se en députet da zont beje aille ou n'aille.

A beurs e Vajeste evit o tisia.

Rac-se n'em difennit, mar oc'h eus tam calon.

Éru ê an amzer ma tenyo gant rôson

Da venji sur varnoch' maro e Vab Lohier :

Setu va c'homission ebars en langach bêr.

BEUVET.

Pardie, Bertelot, terrubl ez oc'h hardi

Donet en hor presanç qement d'or menassi !

Penevert, m'en toue, dont da souill va daouarn,

Me rofe dêch buan adreus ho tiouscouarn.

Lavarit d'o Roue ebars en ber gomzou ,

E ran goab aneàn vel eus fanq va boutou ;

Ha mar en deus desir da livra demp combat,

Ez omp prest d'e receo demeus a galon vat.

Haç entre ma oc'h yac'h, it quit, me o supli ,

Ha na chomit pelloc'h amàn da reson.

BERTELOT.

Ne spontomp qet nemeur evit ho courdrouzou,

E manebon varlerc'h, Charles, hac o talc'ho.

Mdeurus ê vondêch ar moment hac an de

Ma voelc'hjot ho taouarn en goad mab ar Roue.

BEUVET.

Sortial a ra.

Setu demp ar veche-mâ mancion a gombat !

Esom voa demp bea en em breparet mat.

Rac-se, me o supli humblamant, va breuder,

Ha c'houi oll, Ottone, da ober ho tever

Da zicour ach'anòn ebars en afer-mâ ,

Ha; m'o recompanço eur veach, mar bevàn ,

NANTEUIL.

O clêvet ho lcomzou, va breur, ne nac'hân qet

E cavân va memprou terrapl fortifet ;

Argoud iem goaziet a ver gant an ardeur;

Va c'horf a zonc'geret a gouraj, a vigeur :

Anfin, ne allan qet d'enk d'en em bossedi .

Gant an desir ameus da zont da gombati  
 Ous ar Roue Charles hac an Tadou a Franç:  
 Ret e vo izellât déze o aroganç.

JERARD.

Mar credit va avis bremâ, va breudeur qér,  
 Ne lesfomp qet anê da dostât re da gér,  
 Rac na dolfent enni nep sort tan artific:  
 Leun int a draitourach ha carget a valiç.  
 Pa omp oll résolvet, beomp ive hatdi:  
 Digoromp ar porz bras ha greomp eurisorti;  
 Attaqomp aneze en ho favillonou,  
 Hac ar re vaillanta neuse a c'honeo.

BEUVET.

An avis-se zo mat : ret ê' executi;  
 Rac-se eta, demp prest da glasq hon enemi.

### *E I L V E T D I A L O G.*

BEUVET *hac e suit a ra eun dro var an teatr,*  
*hac ec'h eont da gaout ar Roue Charlamagn,*  
*hac e arme, evit livra combat deze.*

CHARLAMAGN.

Ne on qet, Otrone, hac én ve bet qer sot  
 An arogant Beuvet da lasa Bertelot;  
 Terrubl on doanet pa n'er guelân ari.  
 Mar dê bet qer mechant da vassaci va ni,  
 Me deuy da exerci ar brassa crueldet  
 A voe biscoas guelet, var ar muntrer Beuvet...  
 Mes me èr guel e tont... Eh bien-ta, va niz qer,  
 Petra en deus laret Beuvet, an den fier ?

BERTELOT.

Fier sur, va Eont, ez è an Duc Beuvet;  
 Biscoas n'em boa guelet eun den qen revoltez;  
 Me sonje e crevjo gant fuxi, var an plac.

Qer bras vos e golêr hac ive e araj,  
 Ma ê bet comaneet qement d'am menassi,  
 Me gred en devoa c'hoant da zont d'am etrangli,  
 Lavaret en deus din evit concluzion  
 Ne ro cas ac hanoch ebars e neip fêcon.  
 Setu, va Eont quer, petra ê va beach;  
 Biscoas n'em eus goelet sur eun den quer sovach.

## CHARLAMAGN.

N'en deus qet a voyen, me a vel se erfat,  
 Nemêt dre ar maro da zonet d'en douçât;  
 Rac-se n'em zicouromp fidel, va mignonêt,  
 Rac me gléo e arme o tonet d'or c'havet.  
 Beuvet hac e arme a antre, hat ec'h ednt d'en em renji en eur pen  
 eus an teatr; ha Charlamagn gant e arme en em renjis-a-vis.

## OIER-DANOA.

Arêtit, arêtit, poeltronet didalve:  
 Mach avancit eur paz, ê collet ho pue.

## JERARD.

Ahi ! var ho cõrèges ez efoc'h, Francissen!  
 Choui zo deut d'ar vrô-mâ da leusquel ho croc'hen.

## CHARLAMAGN.

Ahi ! Beuvet orgouillus, piou en dije credet  
 E teuges te bigen da droubli va speret!  
 M'em boa da elevet ebats en dignite,  
 Hac em boa evidout bopret pep amitie;  
 Gouscoude e velan dut bet qen dinatur  
 Da drempa da zaouarn en goad va chrouadur!  
 Pigner ê bête'n ên goad pur va mab Lohier,  
 Eyt crial venjanç a'enteb dit, munster!  
 Evel m'a en deus grêt goethal goad eun Abel,  
 Pa voe massacret gant Gain e ureur cruel.  
 Ne oufes qet "mîs" da vea condonnet;  
 Aujenn deus da condon hac ive tud ar bed,  
 Rac-se o spjetantùv, iug ofancé Deucy,

Donet d'en em venji demeus da gruote.

BEUVET.

Traou a lavarit, Sir, hac a zo inutil;  
 Mes mestr oc'h var ho taod, qementse zo facil.  
 Lavaret a ellit qement hac a geret,  
 Mes me a zisclêry déc'h dirac va Baronet,  
 Ma carje bet ho Mab comz ouzin gant prudanc,  
 Ne voa qet êruet gantân sur pep ofanç;  
 Hogen elêch goulén diganen an tribut,  
 E teuas d'am gourdjous gant gement eus a vrud,  
 Ha laza darn va zud evit ya zifia.  
 Ha ne gavit u qet e voa poent din sacha?  
 Lazet emeus ho Mab, m'en anzao franchamant,  
 Nonpas d're drhison, mes em c'horf-desendant:  
 Coulz e rafen d'un al, n'en don qet eur flater,  
 M'am trête er fêçon ha ma eure Lohier.  
 Rac me zépre va c'hib, me zraillse ya esqern  
 Qent evit ma soufren achanech biseviken.  
 Da exercç em andret qement a grueldet  
 Evech a rit bende van calz ho stgedst  
 Guit è sur, Charlamagn, c'houiz a en Frans Rouse;  
 Hogen mi a zoug c'hoas, ha va breudeur ha me,  
 Partout d're hor c'horfou mèrgeur en rollou lanc.  
 Recevet vit souten ho curunen a Franc;  
 Hac evit recompanç da venten iho stad,  
 E fel déc'h or laqat pave dindan hoozedit.  
 Mes, mar oc'h eus desir dont da denpa venjanc,  
 Eus a varo ho Mab, n'oc'h eus n'emet comanc.  
 Me a zo preparet, hac a tefi ive  
 Da dôstât diouzin idemeus kied va chlezé.

OYER-DANO.

Ha possubl ve, Beuvet, ba c'houi rentet cablus,  
 Evech c'hoas qen hardi da gema qen longaiillus.  
 Ret è, erve velin disqueudéoch soler, heofon.

**Sur eta, Otrone, brêmâ vo tom ar yod:**  
**Goelc'hom-p-ta hon daouarn en goad ar vuntreryen;**  
**N'o deus qet a galon evit en eur souten.**

**JERARD a denn e gleze.**

**Na rit qet ho pompad, Ojer, quer buan-se,**  
**Rac ni viro ouzoch, gant ar c'hraç a Zoue,**  
**Na refoch qet pep tra erve ho fantazi :**  
**Saillomp eta, va zud, varnê vel loënet cri ;**  
**Saillomp oll a vagad var dud an Ampereur,**  
**Pa int deut d'ar vio-màn evit clasq o maleur.**

**SALOMON A VREIZ.**

**C'houi a glasq ho maleur, assur, tud didalve,**  
**Pa fel dêc'h revolti a enep ho Roue ;**  
**Ha c'houi rentet coupabl, ezoc'h meurbet fier !**  
**Rac-se ta, Otrone, tennomp hor c'hlezeyer,**  
**Ma traillfomp a damou an dud orgouillus-màn,**  
**En hano an Drindet. Tad, Mab, ha Speret-Glan.**  
**Amàñ en em rancontir an armou hac e-comañ ar gombat.**

**GALERAN.**

**Evit disquel, Sire, n'en dòn qet eun traitour,**  
**Me laqa dirazoc'h a blâz va adversour.**  
Laza ra pemp a zoudardet Beuvet.  
**Setu lazes unan da gomanç ar choari.**

**ISAKAR.**

**Ni or bo anez e réson, n'o pet sourei.**  
**Dal-a-zaou, Galeran; bremâ ezomp qites.**  
Laza ra ar c'houec'hvet soudard.  
**Redoublit ho courach, me o ped, Otrones.**

**FOUQUES.**

**Ha ! ha ! eta, Beuvet, ha c'houi anav ez ê**  
**Eur maleur evidoc'h laza mab ar Roue ?**

**BEUVET.**  
**Ma n'em bije er grêt, e voan prest d'en ober;**  
**Ha c'houi, cos traitouriën, lagit eyes, d'o lêr.**

**RICHARD.**

## RICHARD A NORMANDIE.

Commanç a ra dija biannat ho panden,

## NANTEUIL.

Ni o recompanço a ze bremâ zoudet.

Allon eta, va zud, mar deus ini am c'har,  
Laqit e adversour pepini d'an douar;

Me meus lajet unan da c'hourve var ar plaç.

Laza ta trivet Ecuier ar Roue.

## JERARD.

Ha me laqai eun all da zisquel va c'houraj.

Bremâ on eus pêet ac'hanoc'h, Francisien;

Noc'h eus qet goneet netra tout bêre en.

Laza ta pévarvet Eauier ar Roue.

## CHARLAMAGN.

Couraj oll, Otrone, doublit a violanç,

Rac me a vel e chom ar victor en balang.

Ma na vemp evite, e collin va sqient.

## REGNIER.

Ni rei d'ê périssa, pa ve qeit all o dent.

## OIER-DANOA.

Couraj, camaradet, hac e vomp evito.

## BEUVET.

Nebon mar c'hoezomp-ni, e vo tom déc'h ive.

Ententit, Charlamagn, daouest d'oc'h oll furi,

Setu ni pel a zo dija o combati,

Ep juji ar victor demeus a nep coste :

Terminomp ar gombat qeu a vo goude+ze,

Hac n'em gefomp amâ varc'hoas ar beure-mat,

Ha ni guntunuo adare ar gombat;

Pe ma n'oc'h eus qet c'hoant da gemereé repos,

Ni a guntunuo etre pado an nos.

CHARLAMAGN a achiu ar gombat, hae d'lavari

Amzer avoalc'h on eus en de dâ gómbati;

Rac-sé eta, Beuvet, ne vo qet a fas!

E

D'en em gavet amâ varc'hoas eus ar beure,  
Ha ni gantubuo hor c'hombat adare.

NANTEUIL.

Nebon, ni n'em gavo, ne vo qet a zale;  
Rac-se o peet sonj d'en em gavet ive.

*Sortial a reont tout.*

*TRIVET DIALOG.*

AN DUC BEUVET *hac e suit a antre.*

JERARD.

Me lar déch', Otrone, ep bea tam couard,  
On eus antreprenet eun afer a zo stard.  
Crena ra-và memprou, bervi a ra va goad.  
Gant ar vorc'het ameus na golfemp ar gombat.

BEUVET.

Me ell mui evidoch' crena sur, va breur qer,  
Rac carget ê va c'horf a vlesseuriou cruel:  
Penevert ar gourach ameus da resista,  
E varvfan var ar plac en heur presant amâ.

NANTEUIL.

Lavarit din, va breur, ha blesset oc'h mortel?

BEUVET.

Ne don qet, a gredan, dre c'hraç an Eternel,

NANTEUIL.

Mes erfin, n'en deus cas, guir ê ez eus ive  
Massacret eun darn vrás eus a dud hon arme;  
Hogen, me en toue, mar don Duc a Nanteil,  
Me rento da Charles varc'hoas sur ar pareil;  
Rac ni royo deàn eur vatail vo qen ten,  
Ma collo o bue ouspen trégonnt-mil den.

JERARD.

Ah! va bresdeut guirion, dre rejet o pedan  
Da zelaou an avis a larin déch' biémàn.

Gousout a fit effat ar Rôue deus a Franç

Zo demp supérieur; sclér ê ar gonséq'ans;  
 Eur confusion vras ê demp ha-lachete;  
 Bea en em armet a enep hon Roue,  
 Ra én en eus ar guir ha-ni on eus ar gaou;  
 An débat a zo bet ep mui qen entre daou.  
 P'en eus an Duc Beuvet lazet ai Princ Lohier,  
 Ez ê er féçon-ze en em rentet muntrer;  
 Racise, mar am c'hredit, e casfoc'h ep dale  
 Darn ho Chevalieryen da gavet ar Roue,  
 Da bedi aneàn var ar c'henta abord.  
 Mar be nep seurt moyen da ober an accord.  
 An Ampereur me gred zo eun den cordial,  
 Hac o recevo sur en e c'haç vat ractal.

## BEUVET.

Ret ê en em renta eta d'on enemi.  
 En despit d'am speret ha d'am ott fantasi!  
 Ma vijac'h, va breudeur, a zantimant gane;  
 Biqen n'en em rentjemp, m'en assur, d'ar Roue;  
 Mes enfin, pa fel déc'h, ne dal qet marchata.  
 Choui, va zaou zijentil, selaouit an dra-mâ;  
 It'ebars em reqet hac abeurs va breudeur  
 Brêmâ zouden vantan bete an Ampereur,  
 Ha lavarit deàn, ep arêti pellec'h,  
 Oc'h casset eus hoï peurs evit goulen ar peoch';  
 Enfin e prometomp en amzer da-zonet  
 Oboissa deàn eveï ma ê dleet.  
 Larit deàn ouspen ez omp calz regretant  
 Da vea bet lazet e vab quer prontamant;  
 Hac ez òm prest enfin da repar e varo  
 D'e dad ar Roue Franç er féçon mar caro.  
 Setu, va mignonet, petra' c'heus da laret;  
 Grit eta ar veach, m'o supli, ep aret.

## REGNIER.

Ouren, gant joa vras ni rôyo qementse.

Rac-se etz, Fosson, qent mont bete'r Roue,  
Sönjomp a fêçon vat petra'r bo da laret;  
Homa zo eyr veach zo important meurbet.

### FOSSON.

Pel zo ne ris beach gant mui demeus a joa  
Nac a gontantamant evel ma rân omâ;  
Rac ma alse ar peoch' eur vech bea sinet,  
E chomfemp adare en hor paciantet.

Adieu ta, Otrone; ni ya en hor beach:  
Ni rento déch respont hep aréti pel bras.

An daou Ambassadour a zorti, hac e yeont da gaout ar Roue.

### BEUVET.

Ha'ni n'em retiromp, me o ped, va brudeur.  
Da c'hortos ar respont digant an Ampereur.

## PARVARET DIALOG.

CHARLAMAGN hac e suit.

### CHARLAMAGN.

Peleç'h ez e manet Beuvet hac e vreudrleur?  
Pa'na deuout souden n'o c'hortoimp nemeur;  
Ni laqayo Beuvet da ober eur remu,  
Rac nr laqai e gêr en tan hac en ludu.

An daou Ambassadour a éru e cùn ar Roue hac en em strinquant  
d'e. zoulins.

**Fosson, eur branq olivezglas en e zorn, a lavar:**  
Jesus-Christ, Mab Doye, guir Redemptor ar bed,  
D'o conserva, Sire, en peoch' hac en yec'het,  
Ha da rei déch ar c'hraç da vea triumphant  
Var gement antrepris a ret antieramant.  
Ah! peras n'a meus-me eloqanc Ciceron,  
Hac iye ar furnes en devoa Salomon,  
Ha eun teod alaouret da ztessi eyr reqst  
Dirac ho Majeste, ô Monarq redoutet!  
**Abeurs gr. Duc Beuvet, an Dug a Roussillon,**

Hac an Duc à Nanteuil a eun omnipinion,  
 O deus on deputet da zonet o pete,  
 Ha d'en em brosterni dirac ho Majeste,  
 Da bedi ac'hanoch, m'ar deus nep moyen c'hoas,  
 Da gaout ar vadelez d'o receo en ho craç.  
 Regretant ê Beuvet ha qercoulz e vreudeur,  
 Ma ê bet massacret ho Mab, ô Ampereur!  
 Memes an Duc Beuvet anzao ê criminel:  
 Ofr a ra repari maro ho Mab Lohier.  
 Ouspen e prometont an eil hac egile  
 Renta oboissanç bepret d'o Majeste.

### CHARLAMAGN.

Birviqen ne gredjen evijac'h qen hardi  
 Da zonet em presanç gant ar sort qevredi:  
 Bras ê oc'h insolanc, cavet an hardisson  
 Da barlant evit tud zo leun drahison!

### REGNIER.

O Roue Charlamagn! possubl've penos mu  
 Ne ve qet ho calon carget eus a vertu!  
 Biscoas den ne zougas ar gurunen a Frans,  
 Vaillantoc'h evidoc'h, sclér ê ar gонseqanç.  
 C'houi oc'h eus pardonet oc'h enemiet bras,  
 P'en en em humilijont, c'houi ros dese græç.  
 Guir ê penos oc'h eus ar c'hleze a justic;  
 Ha pouvoar absolu da ober ar polic;  
 Mes, sul-vrassoc'h ê crim cometet, credit din,  
 Sul-vrassoc'h merit so o tonz d'er pardoni.  
 Recevit en ho craç, m'o ped, va Ampereur,  
 Va mestr an Duc Beuvet hac iye e vreudeur,  
 Hac e protestont dêc'h peiloc'h a virviqen,  
 Evel ho sujedet da heuill ho courc'hemen.  
 Imituit hor Zalver, Sire, me o supli,  
 Pa varvas evidomp var menez Calvari,  
 Hac én preat da vervel, e creis e ell boaniou,

E pardonas d'an nep en laqas d'ar maro :  
 Dre imita Jesus, Sire, on eus esper,  
 E pardonfot d'am mestr maro ho Mab Lohier.

## CHARLAMAGN.

En em dennit am faç, ha, na zaleit qet ;  
 Ne qet êz pardoni eun hevelep torfet.  
 Me ya da gonferi gant an Tadou a Franç,  
 Touchant an afer-se a zo a gonseqanç.

## FOSSON.

Sire, pa gomandit, ni ya d'en em denina.  
 Adieu déch'a leromp qen a vezò breinâ.

## CHARLAMAGN. . . . . Sorti à recont.

Petra lavarit-u bremâ, va oll dud quer ?  
 Evit an Duc Beuvet oc'h ober ar fier,  
 En deus c'hoant ar vech-mâ d'en em humilié.  
 Petra meus da ober ? livirit din bremâ.  
 Mes den ne lavar gir : mud oc'h-u, Otrone ?  
 Roit din conseil vat, pa meus nécessite.

## NÉM.

Pa velân ar re all ar terc'hel ar zilanç,  
 Em eus c'hoant, Ampereur, da zont d'en em avanç  
 Da laret va avis var sujet qementse.  
 Pardon, mar parlantân gant re a liberte.  
 Guir ê an, Duc Beuvet a zo bras e furi,  
 Cavet an insolanc qement d'oc'h ofanci ;  
 Hac e rafech assur eur graç particulier,  
 O pardoni deàn maro ho Mab Lohier ;  
 Gouscoude e qarsen donet da gonclui,  
 Mar o pe madeléz, Sire, d'am permetti,  
 E recefac'h en graç Beuvet hac e vreudeur.  
 Balamour da Zoue, m'o ped, va Ampereur.  
 An accord-se, Sire, a gafen util bras.  
 Evit an dud-jentil coulz hac ar bopulas ;  
 Rac ne gafet ligne e Rouantelez Frang

Creoc'h evit Beuvet hac e oll alianç.  
Cavet afer oute n'en dê qet re facil;  
Mes enfin eur peoch mat, Sire, a ve util.

RICHARD A NORMANDI.

Duc Nêm, me a aprdu ar pes a leveret :  
A ligne puissant ê assur an Duc Beuvet ;  
Bea int pévar breur ha Ducqet o fêvar,  
En qement ma varchont ne gavont qet o far.  
Nemet fragilite n'en dê netra an dud ,  
Beuvet a eure ze dre un tol prontitud ;  
Ha pa ra ofr, Sire, da zont da repari  
Dêch-u maro o mab, Sire, mar credit-din ,  
Pardonit da Veuvet e ofanç trémenet,  
Hac e vo sur furoc'h en amzer da zonet.

CHARLAMAGN.

Me bardon aneze ebars en ho faveur.  
Grit eta prest antren an daou Ambassadeur,  
Ma lavarin deze va resolucion ,  
M'o devo o mennat, gant eur gondicion.

An daou Ambassadour a antre, hac ar Roue a guntunu.

Orsus, va mignonet, lavarit da Veuvet  
Hac ive d'e vreudeur, emeus-int pardonet ,  
Gant ar gondicion an eil hac egile  
Ma rint a neve flam sermant d'am Majeste.  
Larit c'hoas da Veuvet, me o supli, Regnier ,  
Evit repari din maro va Mab Lohier ,  
Mateuyo da Voel-Yan, gant daou-c'chant den armet .  
Evit va servicha ellec'h m'am bo souhet.  
Setu aze , va zud, an oll gondicion ,  
Mar sonj antren em graç ha bea va mignon.

FOSSON.

O! Roue vertuus hac an noplà biscoas  
Zo bet var an douar nac ive er mor glas ,  
Ni o trugarecâ demeus a galon vat ,

Pa ê ho madelez reï demp-ni hor mennat.  
 Ni ya gant calz a joa da anonç d'an tti breüt  
 Oc'h eus a galon vat ar vech-màn, Ampereur,  
 Pardonet bei déze an amzer dremenet;  
 O clêvet qementise e vint rejouisset.  
 Adieu dêc'h, Ampereur, ha c'houi, Tadou a Franç,  
 Ni reget dêc'h bepret pep sort rejouissanc.  
 An daou Ambassadour a parti da vont da renta respont da Veuvet.

## CHARLAMAGN.

Ha ni n'em retiromp eun neubeut va Frinct,  
 Ma vo accomplisset ar pes zo proposet.

Charlamagu hac e suit a sortia.

## P E M P E T D I A L O G .

AN DUC BEUVET *hac e suit a antre.*

## BÉUVENT.

Ne dalfe qet e nac'h : contant ven , va breudeur ,  
 Da glêvet ar respont digant an Ampereur.  
 En dispit d'am fatiq , e ven c'hoas joaüs bras ,  
 Ma ve plijet gantân va receo en e c'hraç ;  
 Rac piou benac en deus e Roue da parti ,  
 Ne ell qet esperout bea re disourci.  
 Mes me vel oc'h antren prest va zaou zijentil :  
 Hac èn zo , lavarit , o peach demp util ?

An daou Ambassadour a antre.

## REGNIER.

**L**a sur , Otrone , util ê hor beach :  
 Ar Roue Charlamagn o receo en e c'hraç ,  
 Gant ar gondicion an eil hac egile  
 Ma refat a neve sermant d'e Vajeste.  
 Dêc'h-u , Otrou an Duc , e lar' particulier ,  
 Evit repar deân maro e vab Lohier ,  
 Ma tewfoc'h da Voel-Yan qenta d'e servichi ,  
 Gant daou-e'hant den armes erve e fantasi ,

Ha

Ha bout oboissant deàn da virviqen :  
Qementse a c'houlen, ha nonpas netra qen.

## JERARD.

Me o trugarecâ, va Ch'rôuer biniget ;  
Me am boa qement-mâñ pel a zo desiret ;  
Ne vouije qet ar Roue exerç brassoch douster.  
Ebarts en on andret, va chredit, va breuder.  
Rac-se, n'em brepatorp da vont gant dilijanç  
Da c'houlen hor pardon eus ar Roue a Franç,  
Hâ d'e drugarecâ humblamant var ar plaç,  
P'en deus ar vadelez d'on receo en e chraq.

## BEUVET.

Me zo prest da vonet pa gerot, va breudeur,  
D'en em humilia dirac an Ampereur ;  
Ne gomand dîn netra sur na efectuïn,  
M'oc'h assur, va breudeur, nan, biжен ne vanqin'.  
Da ober pep tra tout erve e volonté,  
Evit galloud bepret conserv e amitie.

## NANTEUIL.

Demp eta, va breudeur, da gavet ar Roue,  
Rac aon, eus or gostos, n'em impaciante.  
Sortial a reonta

---

*C'HOU EC' H V E T D I A L O G .*

---

AR ROUE hac e suit a antre dre eur c'hoste.  
BEUVET hac e Vreudeur dre eur c'hoste all, hac  
en em stringont d'an daoulin dirac ar Roue.

## BEUVET.

Me bed Jesus, Roue an douar hac an êe,  
Da ogmanti ho cloñ, va Frinç ha eva Roue,  
Ha da rei déch ar chraq da yea trionfant  
En qement antrepris a reet antieramant.  
Me zo deut o pote hac iv'e va breudeur,

G

Evit en em strinqa d'o treid, va Ampereur,  
 Ha da c'houlen pardon demeus an ofanç grêt.  
 Mar be déch' agreabl, ô Monarq redoutet!  
 Me a anzao va fot hac n'era avou coupab.  
 Da vont dre bronitud lajet Lohier, ho Mab;  
 Hogen me brumet déch', dirac ho Patronet,  
 E reparin-me se er fêçon ma qerfet;  
 Ha va breudeur ha me en em rent sujet déch'.  
 Prest clos d'o servicha, pa plija se ganêch'.

## CHARLAMAGN.

Pa q' quelan, Beuvet, qement humiliet,  
 Ne allan qet bea cruel en oc'h andret;  
 Racisez e pardonan d'an eil ha d'egile,  
 Ma observit ar pez so laret en trete.  
 Mes c'houi, Otron Beuvet, pa oc'h ar c'houapapla,  
 Ar neno, pa lîtn, donet d'am servicha  
 Gant daouc'hant den armet, ep'manq, pa o pedin:  
 N'en dé qet va goulén dies da observi.

## BEUVET.

O Monarq jenerus! pa felse déch' oussen,  
 Ne refuzin jamés da heuill ho courch'emen.

## CHARLAMAGN.

Deut eta da Voel-Yan da Baris d'am havet.

## BEUVET.

Sire, me deuyo sar gant daouc'hant den armet.  
 Adieu déch', Ampereur, gant eur guir amitié:  
 Me reget déch', bپret peb sort prosperité.  
 Adieu, Tadou a Franç ive pareillament:  
 Me a drugareca ac'hanoch humblamant;  
 Rac qbliserion déch', ha qercoulez va breudeur,  
 Poçheus grêth'op acord dirat an Ampereur.

## CHARLAMAGN.

Adieu déch', Otron, qen' vo'r c'henta golet:  
 Bezit q'le peudantors'h en amzer da zonet.

Partie a reconté

*SEIZVET DIALOG.*

GANELON, GRIFON, HERNIER, GALENAN, RIMUS,  
GIDELON, BERTELOT, FOUCES, ISAKAR, ha pévar  
*Chevalier d'ar Roue en em laqæda gomplodi.*

**GANELON.**

Po quelan, Otroe, o terc'het ar silang,  
Me ya da laret déch eun dra a importanç;  
Me am boa d'en disclery pel zo intacion,  
Brémâ en em bresant mat an occasion.  
Seu ni n'ear gavet, dre c'braç ar Brovidanc;  
Tud so deus a famill ar Rouanez a Franç;  
Zo en em exposet en danjer alies,  
Evit renta servich d'an Ampereur Charles;  
Gouscoude nonobstant d'er bout servichez mat;  
E velan Charlamagn quer cruel, qen ingrat;  
Da gavet evidomp eur certen meprisanç:  
Me a voel ze avoalch demeus e gentenanç.  
Seu lazet Lohier gant ar superb Benuet,  
Hac evit qementse e zé bet pardonet.  
Lohier a voa car demp abeurs ar Rouanez,  
Hac en d'oa evidomp a bep sort madelez;  
Rac-se ec'h arajàn, m'el lar déch, va zud quer,  
Ma chom impunissabl maro ar Prinç Lohier.

**GRIFON.**

Guir è, Comt Ganelon, ar pez a leveret;  
Me zo en qementse ive bras estonet,  
Pa velan Charlamagn, zo eun den a gourach,  
Manqet d'en em venji eus eun afront quer bras;  
Rae eun dra orupl è laza mab eur Roue.  
Ma vije c'bowi pe me, na den eus hor ligne  
A raje qement all, m'el lavar franchamant,

E vije punisset ha laqet da neant.

Hogen an Duc Beuvet a zo eun den traitour,  
Pen em žante goasqet en deus comzet qer flour;  
Hat en eur über goab mémés eus ar Roue,  
Ez ê bet recevet en e c'hraç adare.

## HERNIER.

Pa oc'h eus, Otrone, laret ho santimant,  
Me laro va ini ive pareillamant.

Ne dalfé qet e nac'h; Beuvet hac e vreudeur  
O deus bet eur c'hraç qaer digant an Ampereur;  
O pardoni déze gant qement a zoucder,  
Maro e vab' ena, ar Princ yaouanq Lohier!  
Hogen, ma na ouzoch, miel lavaro déch' prest  
E labourt at Roue en ze dre interest;  
Rac gout a ra erfat Beuvet hac e vreudeur  
A hiel rei o-usan brezel d'an Ampereur;  
Hac e voa goell dean o zréti gant doucter,  
Evit'cavet en Franc eur brezel criminel.

## GALERAN.

Ma'ne gavomp remed, me gonclu, Otrone,  
N'on eus mui a respect en pales ar Roue.  
Ema bremâ an ton gant ar chos Duc Emon,  
Gant an Duc a Nanteuil, an Duc a Roussillon;  
Hac at muntrer Beuvet a zo bet pardonet,  
Evit rei d'ar Roue eun daou-c'hant den armet!  
Gant alianç Beuvet ema partout an ton;  
Rac-se me lavar déch' evit conclusion  
Ezomp ar veach-mâ discaret crenn ha plat,  
Ma na gavomp moyen evit o izellât.  
Or, evit dont abenn dèmeus hon antrepris,  
(Beuvet o'tleout dont er moment da Baris)  
E ret demp monet tout a vagat var an hent,  
Evit en distruja entreomp-ni qerent.  
Ma ve maro Beuvet, n'eameus esperanc

E vemp c'hoas respetet gant ar Roue a Franç.

**IDELON.**

C'houi oc'h eus studiet, Galeran, euro gentel,  
Ha ma heuillomp anei or bezo sur bresel.  
Hac e lasfemp Beuvet, en deus c'hoas alianç  
Pere ne vanqo qet da zont da denn' venjanç  
Demus a gementse. Davantach c'hoas a so :  
Ar jenerus Mojis, m'en assur, a glasqo;  
Pe dre nerz pe dre art, me bromet se erfat,  
Da zont d'en em venji eus a varo e dad.

**FOUQES.**

Roit demp paciantet, Idelon, eus a se,  
Ni' vasacro Beuvet, ma permet ar Roue.

**BERTELOT.**

Na vezit qet en poan gant se, va Otrone,  
Me laqai va eont en trein vat evit se.

**RIPUS.**

Pa oc'h eus concluet, tentomp prest ar fortun;  
Arabat ê disclêry hor secret da n'icun;  
Ha demp oll d'ar pales da gavet ar Roue,  
Da remontri deàn' e ve eul lachete  
Hac eur gonfusion soufri en e zervich  
An tiep en deus lazet an Dofin a Baris.  
At Roue avichou zo eun den violant,  
Hac a varo e vab e zê c'hoas regretant;  
Marteze e tisfe donet da bermetti  
Demp-ni mont var an hent evit en assomi.

Sortial a reont.

**E I Z V E T D I A L O G.**

**BEUVET** a antre gant e suit hac a lavar:  
Orsus, Chevalieryen, tud-jentil, soudardet,  
Êru ê an amzer a voa demp assinet  
Gant ar Roue Charles da vont d'ex servichi;

Ar pez zo promet zo ret d'effectui,  
 Rac-se, va mignonet, humblamant o pedan  
 Da vea courajus en occasion-màn,  
 Ha mar or be ar c'hraç da zont e peoch d'ar gér,  
 Me o recompanso tout e particulier.

**QENTA CHEVALIER Beuvet.**

Pa è dñi concader gant an Duc Roussillon  
 Rei déch' va assistanç en sort occasion,  
 Ottou an Duc Beuvet, me bromet déch' erfat  
 Ne espernin biqen da scuilla va oll goad  
 Evit oc'h asista ebars er veach-mà,  
 Me a grëd ar re all a rei ar menes tra.

**BEUVET.**

En hano va Doue, guir Roue ar bedis,  
 Comançomp hör beach etreze ha Paris,  
 Da demoigni erfat d'am mestr ha d'am Roue  
 Ez òn fidel deàn ebars em promesse.

Ober a reont dro an stait hac en em atelont er c'kreis; mes o vek  
 c'hoas pel eus Paris, Beuvet a dro eus e dud hac a lavar.  
 Pa comp avandet mat ebars en hor beach,  
 Poent e zé demp, va zud, qemeret eur repas;  
 Goell ez efomp en hent pa vimp rafrechisset.  
 Demp eta da leina, m'o ped, va mignonet.

**FOSSON.**

Ni zo prest da vonet, Otrou, pa zeziret;  
 Etre vimp en bue n'oc'h abandonfomp qet.

Sortiai a reote

**NOVET DIALOG.**

**CHARLAMAGN** a'antre gant e suît hac a lavar:  
 Birviqen ne zorti ameus aon, va zud qér,  
 Ar c'heus eus va c'halon denous maro Lohier;  
 Rac caer ameus amrea em pates triomfant,  
 Nac er plaqeu zo leus a bëp contaméant,

Qementse am gendalc'h d'am zourmantù bëpret,  
Evit bout e varo pardonet da Veuvet.

GRIFON.

Sire, va Ampereur, erve ameus clêvet,  
È éra da Baris as Otrou'n Duc Beuvet,  
Gant daou-c'hort den armet evit o servichi;  
Rac-se e teuy an oñi bremâ da estoni  
Pa zeud da accepti ha da soufri ouspen  
Eun den en ho servich a zo qea inhumen,  
Hac en deus rentet déch eun afront ar brassa  
A ouije den d'ober birviqen er bed-mâ,  
Hac e soufrac'h eun den dirac ho taoulagad,  
En deus trempet e zorn cbars en goad ho mab.  
Troublet è va speret o sonjal qementse.  
Mar qerit permetti, m'en lar déch, va Rone,  
Ni a yel var an hent pévar-chant den armet,  
Evit téri o feun d'e dud ha da Veuvet.

CHARLAMAGN.

Pa m'eus-àm pardonet demeus e ofanç grêt,  
Ne dal qet comz a ze pellac'h, va mignonet.

BERTELOT.

En a lazas ho mab, Sire, dre drabison;  
Rac-se me lavar déch va resolution,  
E tie dre drabison dont da beris' ive;  
Qementse a verit, ep ofanci Doue.

CHARLAMAGN.

Se a ve poc'het bras; birviqen ne soufram  
Ober injustamant da eun den perissan.

FOUQUES.

Qementse a zo just, mel lar déch, va Rone;  
Pareil evit pareil, bue evit bue.  
Beuvet, dre drabison, en deus lazat ho mab,  
Dre drabison e tie mervel, se zo hanad.  
Mar qenit permetti, gant ar C'hont Ganelon

Hac e gamaradet, tout potret a galon ;  
 Ni yêl en hor peril da assomi Beuvet ;  
 C'houi evit qementse ne viot qet blamet.

NÊM.

C'hoant oc'h eus, Otrone, c'hoas da gomanç labour.  
 FOUQUES.

Me gred din e teufoc'h, Nêm, ive d'or zicour.  
 OJER-DANOA.

Abred pâ diveat e vo sur pêet se.

RIPUS.

Bepret ema Ojer o sicour e ligne.

SALOMON A VREIZ.

Lest Beuvet en e beoc'h hac e refet erfat.

HERNIER.

Ne dleer qet e soufr ep scuilla e oll voad.

RICHARD A NORMANDI.

Mar be lazet Beuvet ho pezo c'hoas biezet.

GADELON.

Qementse a verit sur an traitour cruel.

CHARLAMAGN.

Ebars en ho fortun me bermet se ganêc'h ;  
 Mes me voelch va zaouarn eus a se, m'en lar dêc'h ;  
 Moyenant n'em bezo nep pechet evit se,  
 Me a lèz ac hanoc'h libr en ho polonte.

Hogen, laquit evez n'en em gafac'h tromplet,  
 Rac me a bromet dêc'h, mar be lazet Beuvet,  
 Ne vanqê birviqen adversour dêc'h en Franç ;  
 Coustout a rei ses dêc'h ha d'och oll alianç.

GANELON.

N'em eus morc'het ebet, Sire, demeus a se,  
 Me a zifi Beuvet ha tout e oll ligne,  
 Hac, ive qément den a zo ebars en Franç,  
 Da foulage nep gis me ha va alianç ;  
 Ha p'oc'h eus permetet demp monet en beach,

Ni

Ni ya gant ho conje ep goasta qen langach.  
Ganelon hac e gosortet a ya var an hent da hedal Beuvet.

CHARLAMAGN.

Ha ni, demp, Otrone, d'ar recreacion,  
Da c'hortos an issu en devo Ganelon.

Ar Roue hac e suit a zorti evit mont d'ar recreacion.

DEGVET DIALOG.

AN DUC BEUVET hac e suit a antre var an teatr  
evit cuntunui o hent da vont da Baris.

BEUVET.

Va zud ha mignonet, avancit, me o ped,  
Bremâ en hor beach, pa omp oll disquizet;  
Goell ê bea abret evit re diveat.  
Qen a vin en Paris ne vin qet divorchat;  
Rac me a voar erfat emeus adversouryen  
En pales ar Roue hac a zo traitouryen,  
Hac a ve joaus bras da gaout occasion  
Evit ober dinme afiont pe trahison.

AN ÈIL CHEVALIER.

Moyenant graç Doue, ya C'hrouer biniget,  
N'oc'h eus qet a afer, Otrou an Duc Beuvet,  
Da gemeret morc'het da vont en ho peach.  
Rac bea so ganêch tud demeus a gourach;  
Hac an nep, m'en toue, a zeuy d'on ataqi,  
Ni er grêyo souezet qent fin an disparti.  
Mes me vel calz a dud o tonet d'on rancont;  
A bales ar Roue, me gred, e teu ar reont.

BEUVET.

Maleur demp, Otrone! bea zo trahison;  
Me vel va adversour, ar superb Ganelon.

GANELON.

O arêtit, Beuvet, muntrer ar Princ Lohier;

H

Eru d'ar vech-mâne an heur bac an amzer  
 Ma veo goetzet dêc'h maro-mab' ar Roue :  
 An drase a zo just, meritet och eus se.

BEUVET.

O Rouantelez Franc ! possabl ve birviqen  
 Ne oufes qet bea net eus a draitourien !  
 Piou na rei trahison, pê ar Roue a ra ?  
 Ne zeus mui' assuranç ei bed-mâ-a netra.

HERNIER.

Gouscoude, Duc Beuvet, marboach qentorgauillus,  
 En o quelân bremâ eun nebeud morc'hedus.  
 Mat ec'h allit bea, rac ni deuy da laqât  
 An douar da ruya souden sur gant ho coad.

TREDE SOUDARD Beuvet.

N'en domp qet morc'hedus evit dont da vervel,  
 Rac ni a voar erfat e zomp corsou mortel,  
 Hac e renqomp eur vech donet da finissa ;  
 Mes qent evit mervel ni deuyo da genta  
 Da voerza hor maroada zarn eus ac hanoc'h,  
 Ia, m'en assur dêc'h, ma avancoit tostoc'h.

RIPUS.

Tostoc'h ec'h avancomp, n'o pe qet a vorc'het.  
 Sus eta, Otrone, evel chass arrajet  
 En em atrincomp varne d'o zruilla a damou,  
 N'an dêyo den d'ar gêr evit cass'e gêtou.

BEUVET.

Allas ! va mignonet, ni er boar ar gredanç  
 E voa an acord grêt-gant ar Roue a Franc,  
 Hac en deus trahisset ac hanon a volair !  
 Rac-se, va breudeur qer, vit ar vech divea  
 E pedan ac hanoc'h d'en em ricours fidel,  
 Rac ret e ar vech-mâ pe ar edhel pe vervel.

IDEON.

Dteuest dêc'h, pokronet, ha chouien em zifed,

Ni a ya er vechmâ da derri dêc'h ho penn,  
Maleurus e voe dêc'h ar moment hac an de  
Ma yoelc'hjoc'h ho taouarn en goad Tabar Roue.

**PEVARVET SOUDARD Beuvet.**

Nebon en em disen a rimp bete'r maro.  
Rac-se ta, Otrone, tennomp hor c'blezevou,  
Ha dëmp d'en em disen ous an dud miliget,  
Ma n'alfont qet laret e veomp poltronet.

**FOUQUES.**

Ne allan davantach o soufri da barlapt:  
Saillomp oll varneze d'o laqat da neant.

**GANELON.** Cómang a ra ar vataill

No pet qet a drue ous an dud miliget.

**GRIFON.** Lazara e zoudard da Veuvet,

Setu daou anezc d'an douar discaret.

Courach, va mignonet, ha ne vano ini.

**BEUVET.**

Qer vezou dai eure qent evit ma varyin.  
Pa rencomp oll meravel, va zicourit, va zud,  
Rac mar chom beo ini, e vezou sur buttud.

**GALERAN.** Laza ra an drivet Ecuz.

Courach, va mignonet, doublit ho violanc,  
Ha ne chomo qet pel ar victor en balanc.

Laza ra pemp soudard ha blemi ra Beuvet d'ar mare.

**BEUVET.**

Ret ê din finissa, me a vel ze eifat,  
Biannet ê va nerz, coll a ran va oll goad;  
Pa ê ret din meravel, reposit oc'h armou,  
Evit m'am bo amzer da zonjal er maro.

**GALERAN.**

Achanta, miserabl gout a res-te eifat,  
Ech eus efei afer bremâ eus eur pot mat?

**PEVARVET ECUIER AR ROUE.**

Hast etz, traitour fall, ha ne yes qet re hirz

Lavar da in manus en daou pe en tri c'hir.  
BEUVET.

Atlas! va breudeur paour Jerard a Roussillon,  
Ha c'houi, Duc a Nanteuil, c'houi ive Duc Emon,  
Ma vouejach, a gredan, e vije trahison,  
E fojac'h din sicour et seurt occasion.  
Ha! va niz qès Rénod! ma vouifes va doare,  
E teufes d'am zicour ha da vreudeur ha te.  
Adieu, va mab, Mojis, daouest pelec'h ez out,  
Pa glévi vin maro te po calz a hirvoud.  
Me reget sur ma po ar c'hraç eus án ênvou  
Gant da genderv Rénod da venji va maro.  
Mes pa ranqan mervel dre zaouagan tud barbar,  
Me réyo ma vezò eus ac'hànón memoar.

Laza ra pêvare Ecuier ar Roue.

#### RIPUS.

En em strinqomp varnàn, an den traitour infam,  
Laza a rá honi tud bepret a neve-flam.

#### GRIFON.

Oh! lezit ganemén an traitour inhumen,  
Ha me royo deán bremàn e groas-nouen.

Laza ra Beuvet en eur lavaret deán

Orgouillus! tiset out gouscoude er vech-mâ;  
Alon... ret è ive depechi ar remâ.

#### GANELON.

Deut d'en em arêti, me o ped Otrone;  
Mar greont va lavar, o devo o bue.  
Pa zé ta guir penos, pa voe lazet Lohier,  
E comandas Beuvet da bêvár Ecuier  
Renta ar chorf maro evelse d'ar Roue,  
Pe otrament ive e coljent o bue;  
Me a gomand déc'h-u bremâ ar memes tra.  
Mar fel d'ech caout cartier, sónjít eta bremâ  
E renqit cas d'ar gêr cors ho mestr qer Beuvet,

Ma tretomp aneàn evel m'en devoa grêt.

FOSSON.

Otrone, ni réyo evel a lavarit.

Prest clos omp da ober ar pez a gomandit.

HERNIER.

Crogit eta er c'horf, me er gomand déch' prest.

QENTA CHEVALIER Beuvet.

Ni er grei prontamant, ep ober neç contest.

Amà tud Beuvet a gemer e gorf evit e gas d'ar gér.

GANELON.

Ha ni demp, Otrone, prontamant var or c'his

Da laret d'ar Roue on eus grêt vaillantis.

Ganelon hac e gonsortet a ya da Baris.

FOSSON.

Allas ! va mestre Beuvet a qma, è ar maleur

Oc'h eus bet o tonet da gaost an Ampereur !

Douti a rêu'h eun dra, ha nonpas ep rezon,

Penos o poa aon bras na vije trahison.

O Roue Charlamagn ! piou a gredje biqen

E teujaç'k da zoufri eun dra qen inhumen !

Donet da bermeti laza eun den vaillant

A yê d'o servicha gant eur galon ardant !

EIL CHEVALLIER Beuvet.

Oh ! Duques Egremont ! penos et cretomp-ni

Donet da anonci déc'h-u eur sort anui ?

Ranna rêu' ho calon am eus aon gant regret,

Pa velfoc'hi ho pried er gis-mâ massacret.

AR C'HENTA CHEVALIER.

Hon oll triştidigez ne zervich dà netra :

Demp prest da Egremont gant ar c'horf maro-mâ;

Pa vimp êru er gêr e vezò entêret :

Ne c'houlen mui német an douar biniget.

Sortial a reont tout gant ar c'horf evit mont d'ar gâs.

## UNNECVET DIALOG.

AR JEANT a ante hac a gomz outan e-unan.

Bremâ ep eur guir gaou e allân lavaret  
 Ne gafet qet va far, pa rafet tro ar bed.  
 Biscoas var an douar ne voe guelet jéant  
 Qer puissant ha m'din-me, nac ivé qer vailhant;  
 Va zad pa' voa gotchaf o' vev var ar bed-mâ,  
 A eure, dre e nerz; da Jupiter crena,  
 Pa deuas da laqât sevel var billyeron;  
 D'en discat eus e droit, mene var moneyou;  
 Mes mestî an d'diredu a stringas e-gurun,  
 Hac o laqas en poult; ep esperni nicun.  
 Ma vijen bet têne, ne voa nac Apolong,  
 Jupiter, Mars, Mercur, na geneubeut Pluton,  
 Capabi d'am spouroni, na mèmes d'am spontau;  
 Qent se mén am bije grêt dêze oll crena.  
 Me'm bije grêt dêze, gant eur zel coll' éalon,  
 Ha dont da chout ha me a zoug crochera poltron.  
 Rouard an diaoul fin, a sonje va trompa;  
 Hogen trumpet è bed e-unan da genta.  
 Boyard, ar marc'h vaittant, roue am oll ronceet,  
 Ha Flamberj, oleze oaër en devoa bed qgachet  
 Ebars en enezenn demeus a Balamos,  
 Hac enor e heure goard varnân de ha nos;  
 Hac e sonje ne voa dien er bed qer puissant  
 Da lemel digantâa e densor excelant.  
 Mes pa meus en cavet gant e vizaj fier,  
 Emeus laret déan ep pel eus a amzer,  
 Neur frisa va moustant: arsa, diaoul Rouard,  
 Rent diname prontamant Flamberje ha Boyard,  
 Rac ma n'o rentes pront, me zavo da d'orchen;

Ne zeus diaoul er bed par stropen pen vit pen.  
 Roued zo bed souz et o clévet va c'homzou,  
 Hac en eus qemeret minceur c'holle-taro,  
 Peini a dolfe tan curun ha luchet,  
 O sonjal va sponta, me ne sponten qet.  
 Me meus-an desyment ebais en e gavarn,  
 Amaret brec'h ha gaz gant eur chaden ouarn;  
 Me meus-an contraguet, d'efet a Robard,  
 Da zilezel e garén Flambeuje ha Boyard.  
 Bremàn ne choulenpàñ nemet occasion  
 Da zisquel dre ar bed penos emeus calon.  
 Clévet ameus laret penos ebais en Franç  
 Ez eus Chevalieryea zo a importanc:  
 Me a gare cavet unan eus aqez,  
 Evit aprou outan Flambeuje, va chleze.  
 Amâ en em gao Mojis, hac ar Jeant eur zellez outan a lavar i  
 Piou al lorenneç-se a dremen dre amân?  
 Em enor, ne brisfen qet dont da gomz outan;  
 Rac fê e ve ganén über, nep acostanç  
 Nemet gant eur Roue, pe eun Tad eus a Franç.  
 Mojis.

Ah ! bonjour, camarad !

Ar Jeant.

Me, camarad dide ?

Mojis.

Perac me ve le qet ?

Ar Jeant.

C'hoenzadennic bue !

Mojis.

Haise, ces bandrin bras !

Ar Jeant.

Ropcoch dàn, mar doui fur,

Mojis.

Gall ar reoùda agiant.

AR JEANT.

Qê, cornec dre natur!

MOJIS.

O, va c'hamarad qèz, terrubl oud orgouillus !  
 Daouest dac'h oll bombanç, nouet qet qet danjerus ;  
 Mar doud eun neubeud sod, nebon m'e tisodo :  
 Bremâ ni velo piou qenta a boltronno.

AR JEANT.

A possUBL ve, paouri-qèz ! e pe an assuranç  
 Hac an temerite da zone d'eg em avanç ?

MOJIS.

En gard, loe bras.

AR JEANT.

Rø peoch din-mec, cos-lorennec.

MOJIS.

Daoust did e pe fêçon.

AR JEANT.

Me zec'ho dit da veg.

MOJIS.

Me vel erfat ez out guell derrüpl insolant.

AR JEANT.

Lem ê bec da gleze ? lar din, den important.

MOJIS.

Partout ech'antreo.

AR JEANT.

En eur c'horf eveldon ?

MOJIS.

Meur a blaç a gavo.

AR JEANT.

Dioüal da goff, haillon.

MOJIS.

Ha te voar sqaer eun tol ?

AR JEANT.

Dioüal aefas da gig.

MOJIS.

MOJIS.

Da-gof, vel eur porchel, a drapin manisq.

AR JEANT.

An arach ha furi antri bars em c'halon,  
Hac a ra din certen bea leun a eston,  
O clévet ar c'homzou demeus eun tamic den,  
A dolfen pemp cant léo crac gant eur c'hoesaden.

MOJIS.

Arça, cleze en dorn, pe me doro da faç:  
Tremenet ar gomz-mâ, ne pezo mui a c'hraç.

AR JEANT.

Ah! paour-qêz preón-douar! pa fell dide mervel,  
Red vo da gontanti, mes ne vezi qet goell.  
Tremen, poursu da chanç, hac e po marc'hat-mat;  
Ne vi qet joaussoc'h pa po scuillet da voad,  
Rac eur goad qen dister ne rei enor ebet  
Da eun den eveldòn a so qen redoutet!

MOJIS.

Têri a res va fenn gant da gomplimanchou,  
Crougaden milliget; dioüal eus va dolyou;  
Me réy did dispega ha coea d'an douar:  
Piou òn, va c'hamarad? va hano te én goar?

AR JEANT.

Ne on qet da hano, mes da dol zo pouner;  
Va glazet at'h eus ferm, mes me pêo ember.  
Ha te allo souten eun tol eus va c'bleze?  
Mar tizàn ac'hanout, me am bo da vue.

Dougen a ra eun tol da Vojis, mes Mojis a zaill varzha.

MOJIS.

Manget out, camarad, mes me nes manqin qet;  
En creis da vouellou ez out bremâ tiet.

Disear a ra ar Jeant d'an douar.

AR JEANT.

Hoh! glazet bras òn : zo din bremâ quartier,

Hac e velln erfat ez ont guir Chevalier.

Mojis:

Qartier a c'houlennes; vaf bes condicion?  
Ha te c'heus peudra da bêa da rançon?

AR JEANT.

Setu aze Boyard, caera march zo er bed,  
Hac a vo birviqen var an douar goelet,  
Crén ê evel ar mor, buan vel an avel,  
Douç, agreabl d'e vestr; n'oufet qet cavet vel.  
Flamberje, va c'hleze, a zo c'hoas eur presant  
Ar c'haera a gafet dindan ar firmamant,  
Trempet en goad aspiq ha forjet en ifern,  
Labouret gant Vulqin, ne doro birviqen.  
Ar rese a zo din, gra a giri gante;  
Mar doud guir Chevalier, lès ganén va bue.  
Flamberj eus da goste ha Boyard dindannout,  
Ep aont rac den ebet ec'h elles mont partout.

Mojis,

Pa out en eti rentet e pos sur marchat mat;  
Mes laqa eves mat na yes re dîveat.  
Da c'houlen da vuë, rac va zol zo m'gantel;  
Nefnet sicour aope, ez out prest da vavel.  
Mes pa c'heus roet dip Flamberje ha Boyard,  
Ebars en ho reget me rî eun tol apard.  
Orsus, deut d'am zicour, diaoulou eus an êr,  
Hac ar sperejou all a zo din familier:  
Tariel, Gayiel, Tarquam, Guabariel,  
Grarari, Atarib, Gope, Gargaiel,  
Roit sicour da Vojis da rei choas ar vue  
D'ar Jeant-mâ zo prest da renta e ene.

AR JEANT.

C'houï e eta, Mojis, e bet ar Chevalier  
En eus va zurmontet dré eun tolic dister?  
Latet mat e voa din gant ar diaoul Rouard

Birviqen ne goljen Flamberje na Boyard.

Nemet dre da zaouarn, jenerus enemi !

Te, Chevalier vaillant, c'heus combates ouzin.

M'am biye bet sqient d'en em c'houarù erfat,

E voan bet achaper diouzout ep combat.

### MOJIS.

Ar pez zo grêt zo grêt, Pansomp da c'houliou,

Goude-se, mar qerez, are ni gombato.

Biscoas ne meus douget ar c'hroc'h en a boltron;

Bian on da velet, mes bras ô va c'halon.

### AR JEANT.

Setu me rentet yac'h eur vech c'hoas em bue !

O trugare, Mojis : qemerit va c'bleze,

Pignit var gein Boyard, m'o ro dêch a galon,

P'oc'h eus-int goneet vit pêa va rânc'hon ;

Mes, roit din, m'o ped, lod en ho carante,

Ha me o respeto en durant va bue.

### MOJIS.

Mar tigoe din biqen cavet occasion,

Me rento dêch servich en desir va c'halon.

Adieu ; me ya bremâ etreze ha Renod.

Ma ve var gein Boyard, e ve ar goella pot,

Flamberj eus e goste, ebars e zorn eul lanc,

Hac eve dirac-àn an daouzec Tad a Franc,

Ha daou-c'hant den armes preast clos da gombati,

E retent arroc-àn evel gad dirac qi.

Sailla ra var Boyard, hac e ya evel an avel da gaout e gendervi,

### D A O U Z E G V E T D I A L O G .

AN DUQES EGREMONT outi he - unan :

O Doue, va Ghoner ! m'o pied, va c'hoissolet,

Mervel ar râm gaant disan hac impaciantet,

E defot n'em eus qet clèvet nevezentis

A zoare, va fried, a zo êt da Barise.

Emedi va glac'har bepret eus va zurpren,  
 Rac e ve trahisset gant e adversourien.  
 Neuze va Mab Mojis nemedi qet er gêr  
 Evit va c'honsoli, pa meus bremâ afer ;  
 Ma hallân lavaret, gant bep sort guirione ,  
 Ne zeus merc'h var ar bed qer desolet ha me.

**MOJIS, en eur antre:**

Bonjour dêch', va Mam gêz; gant joa a lavarân ;  
 Peñ zo boe marvelis ac hanoc'h divea.  
 Penos a ra zad? lavarit din, m'o ped :  
 Eun dra zo a nêve; meurbet oc'h contristet.

**AN DUQES.**

Sujet oc'h eus, va mab, da vea contristet,  
 Rac êt ê da Baris ho Tad an Duc Beuvet,  
 Gant daou-c'hant den armet, da zervich ar Roue,  
 Hañne meus en nep gis clêvet deân doare.  
 Ne allân qet lémel eus va ompinion  
 Ne ve bet assomet eun tu dre drahison.

**MOJIS.**

Bet eônsolet, va Mam, ha na credit qet se.  
 Ha c'houi a zonj penos e soufre ar Roue  
 Cométi trahison en e Rouantelez ?  
 Qementse ve deân confusion ha mez.

Tad Beuvet a antre gant cors o mestre

**AR BÊVARVET CHEVALIER.**

Otrou hac Itron gêr, mar oc'h eus exercet  
 Goechal ar vertu gaer eus ar baciantet ,  
 Oc'h eus lec'h ar vech-mâ d'e exerç davantach ;  
 Ni ro dêch' eur c'hêlou, allas ! a zo trist bras !

**AN DUQES.**

Va Otrou biniget ! m'o ped, va c'honsolit ...  
 Mes piou ar c'horf maro peini a zougit ? ...

**FOSSON.**

Allas ! va Itron gêr, scaz lazet hor mestre

O vonet da Baris , dre eur maleur funest,  
 Gant an traitourien fall Fouges ha Ganelon ,  
 Ha gant calz a re all , siouas ! dre drahison ,  
 A zo deut d'on rancontr : an dud cri ha barbar !  
 O deus lazet hon tud , nemedomp hor pêvar ;  
 Ha ni a zo grêt demp renta hor mestr d'ar gêr ,  
 Et stad ma vœ rentet goechal ar Prinç Lohier.

## AN DUQES.

Consolit ac'hanòn , ô va guir Redemteur !  
 Rac ne meus mui nemet maleur var bep maleur .  
 Allas ! va fried paour ! o caout re a gourach ,  
 È pêet dêc'h bremâ gant calz eus a outrach .  
 Maro ar Prinç Lohier , zo cos da gementmâ .  
 Sicourit ac'hanòn , pe ec'hàn da zempla.....

## MOJIS.

Confortit ho calon , va Mam gès , me o ped .  
 Guir ê oc'h eus sujet da vea contristet ;  
 Mes me ameus esper , abred pe divead ,  
 Da zont d'en em venji eus a varo va zad .

## AN DUQES.

Cassit corf va fried d'an Ilis , m'o supli ,  
 Ma vezò grêt depech evit en entéri .

Cass a reont ar c'horf d'ar véred , en eur gana al libera .

## TRIZEC V ET DIALOG.

## MOJIS , outan e-unan.

Pa deuàn da zonjal gant pe sort crueldet  
 Ez ê trêtet va zad , an Otrou'n Duc Beuvet ,  
 E sell dîn arraji ; n'en deus qen qestion ,  
 Ma ne allan tenna deus e varo rôson .  
 Ah ! Roue Charlamagn ! piou a zonje biqen  
 E rajec'h trahissa va zad qèr evellen !  
 Hogen me er promet d'an Doue am c'hrouas ,

E pêfot e varo q'ent ma veze pell bras.  
 Me ya bremâ zoudem biete va c'hendervi,  
 Ar pêuat mab Emon, evit o regeti  
 D'am zicour d'en em venj eus a varo va zad,  
 Dre ma int tud vaillant, hardi ha potret vaid.  
 Mojis a zonli evit mont da gaout e gendervi.

*PÉVARZ BCVET DIALOG.*

*AN Duc Emon hac e Pugtale.*

EMON.

Clevis, va bugale, aon ameus gouscoude  
 Na atifemp varnomp re coler ar Roue,  
 O vea sortiet e secret a Baris.  
 Eb e bermision na goulen e avis.  
 Rac-se ta, va mibien, pa è ar peoch'sinet  
 Entre ar Roue, Franç hac oc'h eont Beuvet,  
 Emeus desir bremâ qc'h afemp var hor c'his  
 Da bales ar Roue er gêr eus a Baris.

*Mojis a antre e castelan Duc Emon, var Boyard,*  
*hac o laqât troad d'an douar e lavar:*  
 Salud dêc'h, va eont, ha c'houi, va c'hendervi;  
 Me zo deut o pete gent calz a velconi,  
 Pa deuân da zonjal oc'h eus bet permetet  
 Laza dre drahison va zad an Duc Beuvet.

EMON.

A possubl ve, va nîz, è ve guir qementse,  
 Ve cometet en Franç trahison evelse!

*Mojis.*

Ia sur, va Eont, se a ze c'hoarveet;  
 Pa voa' vonh da Baris gant daou e hast den asmet;  
 Ez è dent id'e rangoarit Fouges ha Ganlon;  
 Ha calz a draicauien evelte, ep' calon,  
 O deus infilazer ob' ep' aen et pâvare.

Me o jès da zonjal en eun act qer barbut  
 Dêch, va c'henderv Renod, en em recommandâ;  
 Mar oc'h ens evidon amitie, er vech-mân,  
 Roit din och assitanç da venj maro va zad,  
 Ha me bresantô dêch traou a zoenorabl.

## RENOD.

Gant arach ha furi ez òn frenesiet,  
 Pa deuàñ da zonjal ez ê bet trahisset  
 Va com qer Beuvet, Duc eus a Egremont:  
 An nep en deus grêt se ne gavo qer e gont.  
 Me zistrujo'r Roue hac alianç e vteg;  
 Gant va c'hontelassen me dorcho dê o beg.

## EMON.

Allas! va bugale, marteze ar Roue  
 Biscoas ne bermetas dont d'ober qementse;  
 Pa vezimp e Paris, ni voeo ar rôson,  
 Piou ê bet an otor eus eur sort trahison.

## RICHARD.

Ha possubl ve, va zad, e vech qer dinatur  
 No pe evit o coad eun dia a nouritur!  
 Ne soufræch qet tenna venjanç avar'o preur,  
 Zo bet assassinet dre dud an Ampereus!  
 Ma n'or fest d'en em venja varo i va spint,  
 Ni a yell da vale evel tud vagabont,  
 Ha birviqen james ne d'ouyemp var ho tro,  
 Nac evit ho respet ne d'ouyemp an aranou.

## Mons.

Dalit va marc'h Boyard, va c'henderv qer Renod;  
 Pa veot ver le géin, it hardi d'an assde.  
 Ennes a zo eut marc'h hac ameus-mélenner  
 Demeus eun enezén; hac a vea diollec  
 Gant an diaoul-Rouaud, eun dragon ha serpent,  
 Hac ameus surmontet gant va c'hourach ardant.  
 Me dennas ar marc'h-mâ demeus eur chavarn donc

M'en ro dêc'h, va c'henderv, eus a greis va c'halon.  
 Dalit va Flamberjen ive, va c'bleze guen,  
 Ameus-me goneet var eur Jeant payen.  
 Ar c'bleze-mâ zo grêt ebars e tremp Vulcan,  
 Mestr qement marichal a zo var ar bed-mân;  
 Hac e deus ar vertu, me'l lat dêc'h en eur gir,  
 Da zonet da drech'i an ouarn hac an dir.  
 Ar re-se azo traou ne rosen qet anê  
 Vit Versaill ha Paris, ha madou ar Roue.

**RENOUD a zaill var Boyard hac a lar:**  
 Ah ! courajussa marc'h, va c'henderv, ê emân!  
 Mar er goel, ar Roue a c'hoantî aneân.

**ALARD.**

Nen dê qet necesser mont d'en disquel deân;  
 Rac emâ zo eur marc'h biscoas ar vaillanta  
 En deveus gant e dreid moustret var ar yeod glas:  
 Leun ê deus a furi ha carget a gourach.  
 Pa zoueto va zad, ni yôlo da Baris;  
 Me a gred ez omp oll da gementse avis.

**EMON.**

Me ya da bartia, c'houi hastit dont ive  
 Da bales Charlamagn, m'o ped, va bugale;  
 Pa vomp êru eno, parlantit gant douçder,  
 Bete gouzout penos emedi an afer.

**GUICHARD.**

It aroc, c'houi, va zad, da zaludi'r Roue,  
 Ha lavarit deân ez omp êru ive.

**RICHARD.**

C'houi a renqfe, Mojis, chom amân gant Boyard.  
 Hegen me o supli da vea var ho coard  
 Pa zeuimp d'o cavet, ha derc'hel prest ar marc'h,  
 Eure a vo soueset, me a gred se aoüalc'h.

**MOJIS.**

M'o ped, va c'hendervi, reprochit da Charles  
 Penos

Penos ez ê deàn confusion ha mnez  
 Bea soufret laza va zad dre drahison ;  
 Ze a vo reprochabl d'e reputacion.

GUICHARD.

Nebon ni er greyo, ep aprehancion ;  
 En despet d'an dud vil ha d'o oll drahison.

Mont a reont o pêvar da bâche

*PÈVARZEC VET DIALOG.*

CHARLAMAGN hac e suit a antre dre eur c'hoste ;  
 Fouques, GANELON hac o c'honsortet dre eur all.

CHARLAMAGN.

Orsus eta, Fouques, ha c'houi, Comt Ganelon ;  
 Rentit eus ho peach bremâ din-me rôson.

GANELON.

Ar rôson zo, Sire, cavet on eus Beuvet  
 O tonet da Bâris gant daou-c'chant den armet,  
 Hac on eus o lazet nemet pêvar epqen :  
 An nemorant anê zo sec'het o c'chrochen ;  
 Ha grêt d'ar pêvar-se renta Beuvet er gêr,  
 Er fêçon ma voe grêt ive d'o mab Lohier.

CHARLAMAGN.

Grêt oc'heus eun tol caer ar vech-mâ, Otrone ?  
 Daouest penos e teuy an afer goude-se.

AN DUC EMON a antre e-unan hac a lavar :  
 Salud dêc'h humblamant, Monarq ar Francisien ;  
 Deut òn c'hoas d'o pales ha me ha va mibien ,  
 Evit temoigni dêc'h, mar boam n'em absantet ;  
 Eus ho pales, va Frinç, ne voa qet ep sujet.

CHARLAMAGN.

Ne roän dêc'h nep blam evit se, Duc Emon ;  
 Rac ajisset oc'h eus gant prudanç ha rôson.

K

com si polaient de la.

EMON.

Ne allan qet ampech gouscoude, Ampereur,  
 D'en em glém dirazoch eus à Varo va breut.  
 Eun dra goell horibl e dont da gonsideri  
 Penps eun Ampereur qet verius ha c'hout  
 Enacys lezet laza va breur dre drahison,  
 A zeue d'o servich eus a greis e galon!

CHARLAMAGN.

Qeménse so bet grêt gant justic, Duc Emon.  
 Biscoas den ne lazas den all dre drahison,  
 Ne ranqje perissa dre drahison ive.

Ar pez so tremenet, na gomzomp mui a ze.  
 AR PÈVAR MAB EMON a autre ha RENOD a lavar:  
 Bonjour déch' Ampereur, ha choui, Tadou a Franc;  
 Me reget bepret déch' pep sort rejoissanc.

CHARLAMAGN.

Ha déch' Chevalierien, ive pareillament;  
 Me ameus evidoch eur garante afdant.

RICHARD.

Mar carjac'h ac hanomp, Ampereur Charlamagn,  
 Mel lavar hardi déch, ep ober nep bargagn,  
 Na soufrijac'h qet laza va eont qér Beuvet.  
 A deue d'o servich gant daou-chant den armet.  
 Ric-se n'o conjuomp da renta demp rason  
 Ha choui c'heus consantet ive d'an drahison.

GRIFON, Tad a Franc.

Ha te a fel dit, lar, insolant efrontet,  
 Tenna nep conseiqanç a var' an Duc Beuvet?  
 A vassacras Lohier ebars en e bales:  
 En zo lazet ive, bremâ e voar qites.

RENOD.

O! me entent bremâ penos ema an dro.

Lazet e va eont; mes eure a béo.

Grêt on ganêc'h, Sire, dre ho crac, Chevalier,

Rac-se e tlein déch' respect particulier;  
Hogen me er promet, ep bea eur gaouyat,  
E tennin sur venjanc abred pe divead.  
A varo va cont, demeus an draitourien;  
Emaint ous va c'hlévet; hogen ne soujan den;  
Nep zo drouc ene gôf digasset-an ermes;  
Ha ni velo neuze hac én en deus adres.

### CHARLAMAGN.

Chevalier orgouillus, ro din paciantet,  
Pe me a reyo dit divêra da gaqet.  
lazet ez é va Mab. Beuvet a zo iye:  
Pareil evit pareil, bue evit bue.  
Rac-se absolumant e ran ouzoch defanç.  
N'o po da gomz a ze davâñtach em prezanc.

### RENOD d'e preudeur:

Eua neubeudic amzer arêtomp hor langach;  
Goude ni parlant gant mui eus a gourach.

### SALOMON A VREIZ.

Poc'h eus oll apezet bremâ an debat-ma,  
Servichet é an dol, Sire, poent ê leipa.  
Mach' efot eur banne an cil da egile,  
Evit n'eur bardoni dre eur guir amitie.

### CHARLAMAGN.

Arça ta, Otrone, qement a zo pressant,  
Antreit er zal-vras, ma leinimp prontamant;  
Pa en devo debret hac evet pepini,  
Ni n'em diverusso erve hor fantazi.

## *P E M G E C F F X . D I A L O G .*

### BERTELOT HA RENOD a antre.

#### RENOD.

Brema p'on eus leinet, Renod, ha c'houï eteur  
Dont da c'hoari damier e spac eun anter-heur?

## RENOD.

Ia-da, Bertelot, me zo prest da c'hoari;  
Mes, qent evit comanç, da bet vo ar barti?

BERTELOT.

Leqeomp anezi da ugent emuijen,  
Ha da zaouzec louis-aour, pe mar qerit ouspen,

RENOD.

Demp eta da c'hoari bremâ presantamant.

BERTELOT.

Me c'hoario qenta gant ho consantamant.

Me meus dija c'houezec da gomanç ar barti.

RENOD.

Ne dal netra ho tol, rac-se n'oc'h eus hini.

BERTELOT.

Penos, cos mab ar c'hast! evel-se ê dide  
Dont d'ober tricheri ous niz propr ar Roue?  
Pa oc'h ar sort pot-se, dalit adreus ho chot,  
D'o tisqi eur vech-all na veet qet qer sod.

RENOD.

E creis da zaoulagad, gaou a leres, infam:  
N'en dòn qet mab eur c'hast, greg honest ê va mam.  
Manqet òc'h, Bertelot, mës me n'o manqin qet;  
Me voerzo déch bremâ maro an Duc Beuvet.  
C'houi zo iye unan demeus an draitorien;  
Hogen me réyo déch bremâ ho croas-nouen.

Renod a fraill e benn da Bertelot gant eun tol damier.

BERTELOT, beuzet en e voad.

Maleur din, Roue Frang, setu me massacret;

Dreizòn e comancer venji an Duc Beuvet.

**FOUQES, GANELON, haec AR BRINGET a antre er zal.**

RENOD a ra eul lam adrén, a zaill var e gleze,  
en eur c'hrigonch e zeut evel eun denfurius.

GANELON.

D'an armou! Chevalieryen; lazet è Bertelot

Bremâ zouden vasant gant ar muntrer Renod.

Avancit ho paziou c'houi oll, Tadou a Franç,

E pales ar Roue ez eus grêt insolânç.

An Tadou a Franç a antre.

RICHARD A NORMANDI.

Petra zo c'hoarveet, mar ciit d'an assot ?

HERNIER.

Ato, niz ar Roue zo lazet gant Renod.

RIPUS.

Ret ê en em venji demeus an den traitour . . . .

Mes, me vel e dri vreur o tonet d'er sicour.

RENOD. Tri vreur Renod a antre.

Clévit, Tadou a Franç, c'houi é an draイトurien.

C'hoant oc'h eus-u ive da leusquel ho croc'hen ?

Ar re a deuy re dost, m'en tou, fe a Renod,

P'en dese mil bue, me douollo sach'e yod,

FOUQUES.

Saillomp oll a vagad var an dud miliget;

Rac ma achapont demp e vezimp tamallet.

ALARD.

Nebon a neubeudou, Fouques ha Ganelon,

Ni deuyo da verza quer dêch ho trahison.

Qement den zo coupabl a varo va eont,

Bepret dre m'o c'hasomp ni zresso dê o c'hoñt.

GALERAN.

N'or menaçit qet re, cos pêvar grougaden,

Rac birviqen achan ne gasset ho crochen.

Tud ar Roue a zaill var Renod hac e vreudeur, pere en em difen  
gant courach; rætal ec'h antre Mojis gant ar marc'h Boyard.

MOJIS.

Courach, va c'hendervi; êru èn d'o sicour:

Goerzomp maro va zad d'an dud fal ha traitour !

Renod a bign var Boyard, pehini a lam hac a zaill a deo hac a glej,  
Mojis a ra au avan-gard; Renod hac e vreudeur an arier-gard.

GRIFON.

Me meus aon ez int quit, ar yuntrerien traitour !

GUICHARD.

Ec'h comp, va mignon, ha p'ope c'hoas sicour,

GRIFON.

Allas ! échapet int; ne dal qet mont d'o heul.

CHARLAMAGN.

Neb a yélo re dost en devo e valeur.

CHARLAMAGN *a antre hac a lavar:*

Petra zo c'hoarveet, ma rit ar sort fouge ?

Ha nen deus den respect evit ti ar Roue ?

RICHARD A NORMANDI.

Pa glêfoc'h ar sujet, c'houi fougeo ive :

Setu lazet ho niz Bertelot, va Roue,

Bremâ zouden vantant gant mab 'na Emon ;

E voant êt goude lein d'ar recreacion.

CHARLAMAGN.

Ah ! ligne miserabl ! ha possabl ve bi(en)

Nemet bepret malheur n'em bo diouzoc'h qen !

Mes, redit oll varlerc'h an dud abominabl :

Me varvo sur mar chom o c'htim impunissabl.

OJER-DANOA.

Allas ! va Ampereur, dija int êt guell bell ,

Rac monet a reont qer prim hac an avel.

Pa voamp memesamant terripla en assot ,

En deus rénitet Mojis eur marc'h caer da Renod ;

Eur marc'h an horupla a velis e nep par ;

Me gred parfetamant ez ê ar marc'h Boyard.

Pa voe pignet Renod var ar marc'h terrupl-se ,

Voa capabl e-unan da repous eun arms .

CHARLAMAGN.

Ah ! éru ê en Franç ar x'hos sorcor Mojis !

Me voar bremâ perac .ez ê lazet va niz.

*As Due Emon a saute, ha Charlamegn a c'hoedon ouez*

Petrâ é qement-mâ ? lavarit din ; Emon ;

Coupabl oc'h-u ive ebars en drahison ?

EMON.

Petra zo c'hoarveet? lavarit, Otrebe...  
GIDELON.

Lazet é gant Renod, Bertelot, niz ar Raus,

EMON.

Me assur dre'n Doue en deveus va c'hrouet,  
Ha déch' pareillamant, ô Monarq redoutet  
N'em eus qet conseillet naç ententet biscoas  
En devba choant Renod omaroben Giotachet  
P'en deus grët insolant ebans on h'ospales,  
Punissit ancàñ erve ho polonetz.

CHARLAMAGN.

Me bromet d'ar Roue an ên hac an douar,  
Hac en tou dre vansepr, va c'hurmenç royalz  
E tennin sur venjanc, Emon, eus ho mipica,  
Pa na ve den en Frâncem edéñep muiqen,  
Rac-se eta, Emon, vit en om libera,  
C'houïa renço momet var penhou ho taulin,  
Da dovet din penos è forbantiset Crenn  
Demeus och oil vadou da jamec ho mipica,  
En em discrérya dé ho brassa enebi,  
Ha qenta m'o chafet, tachout d'o renza din,  
Ma ne qat qementse, imar don Roue a Frânc,  
Me zeuy kda ziscarga vanoch mac'honsiang,  
Rac mè or'h exitò en durant ho pue  
Eus va Rouantetez, ha c'houï a tuche  
Da zarn ar vignonet a zeuy d'am zervichi :  
Rac-se, sonjit, Emon, ha c'houï a zenj ouzin.

AN DUC EMON vár e zaoulin a lavar:

Prononç a rân eun d'ea a zo meurbet confus,  
Penos va bugale a zo re ergouilius ;  
Ha n'en dé qet defot, chafet a Zuc Emon,  
Da zeschel aneze d'ib'an coreccion.

Hogen ar weachus aïden edom getrouwac.

Rac me a renonç dê dirac ho Majeste;  
 Hac ho forbanis crenn demeus va oll vadou :  
 N'o deus biqen afer da zonet var va zro.  
 Me a dou davantach, var levr an Aviel,  
 En em discléryâñ dê eun enemi mortel.  
 Birviqen nep quartier ganén sur n'o devo :  
 P'o c'havín m'o rento déch, Sir, beo pe varo.

## CHARLEMAGN.

Avoalc'h ê qementse, va mignon qér Emon ;  
 M'o tiscléry inoçant demeus an drahison.  
 It pa gersfoc'h d'ar gêr da gavet ho pried,  
 Ha pa gomandin déch, deut buan d'am c'havet.

## EMON,

Sire, me deuyo sur, nebon ne vanqin qet :  
 Eus va oboissanç n'o pe qet a vorc'het.  
 Adieu déch, va Roue, ha déch oll, Otrone ;  
 Doue d'o conservo en ho prosperite.

## CHARLEMAGN.

Mar boa dija échu glac'har va mab Lohier ,  
 Eus renouvelet dîn adare eun afer ,  
 Pa deuàñ da zonjal ebars maro va ni ,  
 Crogit ennàñ pévar evit en entêri ;  
 Rac me esper Doue a deuyo gant rôson  
 D'on zicour d'en em venj a vugale Emon.

Dougen a rer Bertelot da entêri.

## C'HOUËZEC'VET DIALOG.

AR PÊVAR MAB EMON HA MOJIS.

## RENOD.

Orsus eta, Mojis, setu ni comancet  
 Da voerza d'ar Roue maro an Duc Beuvet.

## MOJIS.

Mè vel erfat penos ez osh sun den hardi .

P'oc'h

P'oc'h eus credet Iaza Bertelot en e di  
Hogen depit ameus, pa gonsideran se,  
Oc'h eus, balamour din, fachiri ar Roue.  
Ho Tad an Duc Emon en deus ranquet touet,  
E presanç ar Roue ha dirac e Brinjet,  
Penos en o prive deus oc'h oll heritach,  
Ha n'o tretje biqen nemet gant peb outrach.  
En em disclêryet è ho prassa enemi,  
Ha n'êru qementse nemet balamour din!

## RENOD.

Da breadra, Mojis, en em laquit e poan  
A fachiri eun den muiget eul loe bian?  
Ne ran qet mui a fors a fachiri'r Roue  
Eget na rafen sur a fachiri eul loe;  
Ha mar en deus va zad n'em desistet ive  
Demeus ac'hanomp oll en presanç ar Roue,  
Ha touet davantach or priv' eus hor partaj,  
Me ra goab eus a ze, rac ne dòn qet eul lach.  
Rac me a bromet déch en presanç am envoou,  
Penos qeit ha ma vo va Boyard dindannon  
Ha va c'hlaze Flamberj ive dens va c'hoste,  
Ni a vevo bepret, en despet d'ar Roue.

## ALARD.

Me a vel, va bteudeur, etve an aparanç,  
N'on eus qet da chom reir pellec'h ebars en Franc;  
Rac-se me o supli, deut da zeliberi  
Pelec'h e pourvefomp plaç d'en em repui.

## GUICHARD.

Demp da laret adieu d'or mam en heur brésant,  
Mar rîy demp hor pêvar calz a aour hac archant:  
Pa ur bezo chevanç, ni alio mont hardi  
En eur plaç crén benac vit en eut repui.

## RICHARD.

Demp eta, va breudeur, pa omp tout a ali;

L

Esper a n'gus, e v'ompr, refeyet mat ganti.

Partial a reont evit mont da gaout o marr.

... se n'guesq' eq'...  
... le R'ne.

*SIEUR DUQES DE TIG DIALOG.*

AN DUQES EMON HAC E BUGALE.

RENOD d'e Nam.

Bonjou'r déch' va m'am gès, humblamant a lat'an;  
Deut o'mp are d'ar gér evit q'pisita.

AN DUQES.

A chomet è ho tad c'hoas ebars er pales?  
Souezet bras on n'en dé deut ganec'h assambleq.

RICHARD.

Chomet è c'hoas hon tad e pales ar Roue,  
Dar ober eun afer a regreto goude.

AN DUQES.

Petra zo c'hoarveet? Renod, lavarit din;  
Me meus agn ez och deut d'ar gér dre sachini.

RENOD.

Dre sachiri o'mp deut, me ànzao ouzec'h se:  
Lazet meus Bertelot, e niz prop'r d'ar Roue.

E voamp êt goude lein da c'hoari an damier.

Ma zê bet Bertelot quer choquant ha fier  
D'am henyel mab ar c'hast, ha rei din eur facad.

Gant qement a furor, qen a deue ar goad.

Mes me ameus calon, ha ne vonezis biqen

Soufri eun insolanc, ma tigoris e benn,

AN DUQES.

Va C'hroner beniget! m'o ped d'am c'honsoli,  
Pe ezàn da vervel gant ar melanconi

Allas! va mab Renod, grêt oc'h eus eun action

Hac a vo goerzet quer d'o jénéracion!

It prest d'am c'habinet ha qemerit arc'hant,

Ha sortuit a Franc bremâ incontinant;

Rac evit ar Roué, a lar va éhalon din,  
A venjo sur varnôch ar maro eus e ni.

AL GUICHARD.

Ne bretantomp qet chom̄ pelloc'h ebars en Franc:  
Ni a yel eun tu-all haē a gavo hor chanç;  
Mes nor boa qet a c'hoant dā vont demeus ar gêr  
Ep laret adieu déch dā genta, va mam ger.  
Ha p'oc'h eus madelez da rei deimp-ni arc'hant,  
Ni a ya dā gerc'hat gant ho consantamant.  
Adieu ta, va mam bañur, gant calz a galonad,  
Grit hor gourc'hennou, n'o suphi, d'on tad.

AN DUQES.

Adieu, va bugale; adieu c'hoas eur veach!  
Birviqen n'o quellia marteze davantach!...  
An Duques hac e bugale ea em zepar, mantrœu c'halon gant glac'hat;  
*Ar pévar Mab Emón ha Mojis a ya ermes ar vro.*

RENOD.

Bremâ, va mignonet, pon eus aour hac arc'hant,  
Hastomp prest ienna bro, na vomp qet negligant,  
Demp da forest Darden, so eur plac écartet;  
Birviqen Charlamagn na deuy d'i d'or c'havet,  
Pa vimp en assuranc ech alfomp sonjal guel,  
Pelech e vo propr Demp batissa eur c'hastel.

MOJIS.

Ar pes, a layarit ne gontesto nicun;  
Qenderviomp hor semp hac eus meinea fortun;  
Hac erve a velan, omp en em rezolvet  
Qeit a ma vezimp beo d'en em sicour depret.  
Demp eta, qendervi, atreze ha Darden;  
Pa vimp éru eno ne refomp fors a zen.

Ergout a reont e forest Darden.

ALARD.

Etu omp er forest a gomzemp anez;  
Mes enteatatit, Renod, ha c'houl ivc Mojis,

Me ameus remerget, ne zeus qet c'hoas goel bel,  
Var bord rivier ar Meys eur plaç brao d'eur c'hastel;  
Eunan a grénva plaç a oufet da gavet.

## RENOD.

Avançomp era di, me o ped, ep aret.

Avanç a reont, ha goude bea examiner ar plaç, Renod a lavara  
Guir ê, va breur Alard, aontez eus eur roc'hel  
Hac a zo sur varni fondamant eur c'hastel;  
Rac-se demp da repos, hac an deyou qenta  
Ni'r bo micherouryen da gomanç batissa.

## TRIVAC' HVEST DIALOG.

DAOU VAÇONER o tremen a gomanç da gozeal.

## AR C'HENTA MAÇONER.

Demp-ni, va mignon qèr, are da vaçonat;  
Huel bras ê an eol, heryo omp diveat.  
Mes pa veomp êru en hor labour eur vech,  
E renqfomp c'hoari caer da zavel an devez.  
A brepos, compagnon, neizeur da ziveat.  
Me'a vœ spouronet qen a grenas va goad,  
O velet sortial eus a forest Darden  
Eus iod chévalierien a bêvar pe pemp den.  
Ouspen ma voant armet, e voant sud robust bras;  
Spouron ami boa memies eus o sellet a faç...  
Me'vel unan anê o tonet d'or c'havet:  
Setu terrupla den ameus biscoas guelet.

## RENOD.

Bonjour, maçoneryeh ! ha ne ve qet moyen,  
Neur dont d'o contanti; da oblija eun den?

## AN EJL MAÇONER.

Ia sur, ya Otron; mar dê en hor pouvoar,  
Credit en assuranc e xefomp prest ep mar.

## RENOD.

Me larô va dessign bremâ ne vo qet pell.  
 Var ar roch-mâ' fel dîn ve savet eur c'hastel  
 Hac a vo goernisset gant daou rum muraillou.  
 Nebon, va mignonet, me o récompanço.

## AR C'HENTA MAÇONER.

N'on eus qet a vorc'het demeus ho péamant ;  
 Mes me lavaro déch', Otrou, va zantimant :  
 Ne alfomp qet bepret, ac'han da bêvar mis,  
 Comanç en ho rejet eur c'her-bras edifiç.

## RENOD.

Penos ? da bêvar mis ! Cléo ta, va c'hamarad ,  
 Bremâ zouden vantant e renqfoc'h labourat ,  
 Ia, ha c'hoari caer hac en de hac en nos :  
 P'o po grêt va afer, m'o lêzo en repos.

## AN DAOU VAGONER.

Ni zo o sevel ti da Varqis an Detret,  
 Hac e renqvmp échu pe vea maltrtet.

## RENOD.

Ha me a zo eun Duc ; hac ententit erfat  
 Pa ran ofr d'o pêa, e ranquit labourat ;  
 Ha na rit qet pelloc'h nemeur a dintamar ,  
 Pe me neo ho coug evel penn eur glujar.  
 Bijaraoc'hollerou d'an daon Vagoner, hac e storloq an eil eus egile.

## AN EIL MAÇONER.

Olla ! pardon, Otrou, ha n'or maltrtit qet ;  
 Ni ya da labourat bremâ en ho rejet.

## RENOD.

Grit eta prontamant; rac-sé e tivisàn  
 Ma vo grêt ar c'hastel var ar roch huel-mân,  
 Hegen, me o supli da ober labour crén ,  
 Rac ressita' renquo ous arme ar Roue.

## AR C'HENTA MAÇONER.

No pet qet a vorc'het, Otrou, me och assur ;

Ni rei dêc'h ho Castel, erve ho plijadur.

RENOD.

Rac-se, maçonerien, courach da labourat.

Setu aze bepret arch'ant eur voutaillad.

AN EIL MAÇONER.

Ret ê demp, camarad, me avel ze ep fent,  
Donet da labourat en despit d'on oïl dent.

AR C'HENTA MAÇONER.

Biscoas den ne laqas e graban var va chouq,  
A raje, m'en toue, qement din eus a zroung  
Evel an diaoul-mâ; me gred ê diframet  
Ar c'high hac at c'hocthen elac'h m'en deus bouchet.  
Comançomp labourat: ne dal qet marc'hata;  
Cavet on eus hor mestr a fei ar veach-mâ.

Amâ e comançont da labourat.

AN EIL MAÇONER.

N'och eus nemet darbar, ha me zavo moger,  
Ha ni rei e gastel ebars en ber amzer.  
Rac pa ven-me en trein me labour vel eul lion;  
Ni vaçono hardi evel tud a galon.

Ar pêvar mab Emoñha Mojis a autre. Ar Vaçonerien a echu ar chastel.

RENOD.

Setu grêt ar c'hastel ganêc'h, va zaou bot mat;  
Me gred oc'h eus sicour da zont da labourat.

AN EIL MAÇONER.

N'eus cas petra on eus : pa ê grêt ez ê grêt;  
Guelit hac al labour a zo eus ho souhet.

RENOD.

Nemeus doutanç ebet eus ho labour, tud paouar;  
Dalit en euf yalc'hat pêvar-c'chant louis-aour.

P'och eus grêt dilijanç ez omp oblijet dêc'h,

AN DAOU VAÇONER.

Doue d'o conservo. Adieu a leroamp dêc'h.

RICHARD.

Setu grêt hor c'hastel ebars en ber amzer,

Qer crêp hac an hini a zo e Montpeiller.  
Romp deân eun hano var ar c'henta abord.

## RENOD.

Hanvomp aheàñ-ta : ar C'hastel Rochefort,  
Bremâ pa ê hanvet, demp ennàñ da bournen;  
Deus an tour ni velo ar forest vras Dajden.

Mout a recont da visita o C'hastel.

## FIN EUS AN EIL ACT.

## TREDE PROLOG.

**C**OMPAGNUNEZ santez, vertus ha discrët,  
Me o ped da exerç c'habas ho paciantet,  
Hac e velfoc'h ar suit démeus an drajedi;  
Nemet scuisa' rafemp ac'hanoç'h gant anui.  
Setu grët eur c'hastel gant bugale Emon,  
Mes ataqet e vist en allies fêçotz :  
O zad memesamant, ennes vo an hini  
A zeuyo da gonta evit o ataqi.  
Me o ped dà zonjal pebes tra dñhatur  
É da eun tad rechetch bue e grouadur!  
Mes p'en devoa Emon, en presanç ar Roue,  
Banisset e vibien, e renge obérse:  
An Impaler Charles gant an Tadou a Ffanc  
Ataqo anezze gant pep sort violanç;  
Mes bugale Emon a voa tud a gourach,  
Ha ne albert cavet varne nep avantach.  
Pa na aillet dre nerz trec'h bugale Emon,  
E voe sonjet c'hoari outé dre drabison.  
Ma voent oll var et poent da vœa qemeter,  
O credi re facil d'eun traitour degiset.  
Anfin, pa na aillet o laqât da vervel,  
E voa laqet an tan varne en o c'hastel.  
Neuze voe contraignet ar Chevalieryen-gèz  
Da c'hrilla gant an tan pe zortial ermes.

Neuze mibien Emon hac e c'henderv Moji  
 A yas da glasq o chanç vit en em repuis ;  
 Ha dre ma voant fatiq, e teujont da repos  
 E qichen eur feuteun evit tremen an nos,  
 Pa voant disourcia démeus o enemi ,  
 Ec'h eruas o zad eno d'o ataqi.  
**Allas !** evit eno e voent crenn ruinet ;  
 Rac lazet e voe dê tout o oll zoudardet.  
 Pa voe lazet o zud, losquet o oll vadou ,  
 E renqjont habita neuze ar forestou .  
 Ma ~~voe~~ gant at fortin certen qen reduiset ;  
 Nemet griou louzou n'o devoa evit boüed.  
 An histor a rapport et spaç eus à zeis blos  
 E voe mibien Emon en estremije-mâ.  
 Enfin n'em resolvjont gant poan da vont d'ar gér ;  
 Vit bea soulajet ebars en o miser.  
 N'en em'aretan qet ; me let se da dremen ,  
 Da gomz eus a c'blac'h ar vam bac ar mibien  
 E teujont da gavet an eil eus egile !  
 C'houi velo ze ember amploc'h, gant græc Doue.  
 P'oe n'em rafiechisset ar pévar mab Emon ,  
 Ec'h ejont d'ar Gascogn bête ar Roue Ion ,  
 Evit ober ofr mat deàn eus o servich .  
 Ion o recevas ep ober coûardis .  
 Bras e voa ar zervich a rentjont da Ion ,  
 Chasseal a rejont Sarazinet Bourgeou ;  
 Hac evit recompanç eus o fatiq ha poan ,  
 E roas dê Ion Castel caer Montoban .  
 Biscoas Chevalieryen n'en deus bet ; me gred-se ;  
 Er bed-mâ qerlies en danjer o bue  
 Vel ma voe ar remâ ; ha gouscoude bepret  
 E voaut victorius var o enemiet ,  
 Enfin, Compagnunes, ezân da zortja ;  
 Rac na ven importun , adieu a lavarân .  
 Me bed ho madelez da zont d'am escusi ,  
 Ma na meus qet gallet plijout d'o fantazi .



*ACT III.*

---

ACT III.

---

## Q E N T A D I A L O G .

CHARLAMAGN *hac e suit.*

## CHARLAMAGN.

Me lar dêc'h, Otrone, Prinçet ha Baronet,  
 E varvân gant glac'har hac impaciantet,  
 En defot ne allân dont da dennâ venjanç  
 A vugale Emon demeus o insolanc.  
 Birviqen ne allân pardoni da Renod  
 Bea lazet em zi va niz qèr Bertelot.  
 Rac-se e vanissàn eus va Rouantelez  
 Ar pêvar mab Emon e durant o buez.  
 Bremâ me a ro urz dêc'h oll e jeneral  
 Da glasq laqat an dorn var an dud disleal;  
 D'en em laqat en poan evit o renta din  
 Ha bezit eifat sur en o recompansin.

## GRIFON.

Sire, va Ampereut, erve améns clêvet;  
 Ez ê mibien Emon en em fortifiet  
 Ebars en eur c'hastel o deus laqet ober  
 Var bord rivier ar Mens, ne zeus qet pell amzer;  
 Eur c'hastel hac a zo, a lerer, imprenabl,  
 Fortifiet partout, gant eun art admirabl.

## CHARLAMAGN.

Otrouan. **Duc Grifon,** me o trugareca;  
 O clêvet ho comzbui me ameus talz a joa;  
 Rac finzônje voa êt lanbduel milliget-se  
 En rugivro ne aljeni biqen alem verj an;

M

Hac erve a larit, emedint c'hoas a dost,  
 Rac-se eta, Hernier, c'houi ranço mont en post  
 Bremâ-zouden vantant d'ar gêr eus a Zordon,  
Ha lavarit buan d'an Duc eus a Emon  
 Donet prest da Baris da gavet ac'hanòn,  
 Ma velin haë ën zo fidel ën e gomzou.  
 Ja, me a fel din monet incontinant  
 Da velet contenanc e vibien insolant;  
 Hac e ranço Emon dont d'or sicour ive  
 Evit assieji castel e vugale.

## HERNIER.

O Ampereur puissant! pa rit din ar faveur  
 Da zont d'am implija evel Ambassadeur,  
 Me ya bremâ-zouden bete an Duc Emon,  
 Da lavaret deàn och eus intacion  
 Da velet anean dirac ho Majeste:  
 Me a ya en beach, Sire, gant ho cònjé.

Partial a ra evit mont da gaout an Duc Emon.

## CHARLAMAGN.

Ha ni n'em béparation gant éalz eus a ardeur  
 Evit moht da velét Renod hac e vreudeur.

## EUSTACHE DIALEG.

## AN. DUC HAC AN. DUQES. EMON.

## EMON.

Bonjour déch', va stied, contristet o cavân!  
 Pelêch' ma hor mihiens? n'o goelan qet aman.

## AN. DUQES.

N'em assusit n'oulo qet e pe broez intêt?  
 Mes lefit,din petramz déch' hea souffrirô. O  
 Hor mab ionai Renod da laz' niz an Rouen o R  
 Qer yezo goerzeasa déph' ha dioch offlignz.

**EMON:** Penos dont d'er soufri ? Tromplet bras oc'h en ze.  
 Me ne dòn pelloch mesur, allas ! d'am bugale.  
 Ispicial Renod a zo qen outrajus, dre ma e  
 Dre ma e quer puissant, e terrapl orgonillus.  
 Ne soufre, qet eur gir digant an Ampereus.  
 Biscoas nemeus golet eun den, eus e humeur.  
 Me zonje, va fried, e voamp meurbet eurus.  
 Rac ni'r boa bugale vaillant ha courajus,  
 Hac or bije respes digant an Ampereus.  
 Abalamour da ze, bep moment ha bep heur.  
 Hogen ar c'hortrol crenn siquas zo érvek.  
 Hor mibiën a zo tud mechant ha revoltet.  
 Elech atira demp grâcou-mat ar Roue,  
 Non eus nemet disgrâc abalamour déze.  
 Charlamagn n'eus grêt din ober deàn seruant,  
 Petra benac da ze on bremâ regretant,  
 Donet crac da douet e fotbanisjen crenn  
 Demeus va oll vadou da jamez hor mibiën.  
 Hac en em discréya o brassa enemis.  
 Ar pez a meus touet sur a executin.

**AN DUQES:** E petra e sonjit, allas ! va fried quer ?  
 Ha possub ve penos e vec'h bet quer cruel.  
 Mar boamp het glac'haret dre absang hor mibiën.  
 Ez omp intconsolabl ar vech-mâ da vien.  
 Pa deuan da zonjal qch bet quer dinatuor.  
 Renonç d'o pugale, d'o coad, d'o crouadur;  
 Renonç da vugale, dre canomo anjandret.  
 Vit plijout d'eur Roue cruel, hac obspinet.

**HERNIER:** Ambassadour, no ouï  
 Salud dêch, Duc Emon, ha dessh iye, Duques.  
 Me zo deut à Râis d'o ruyt des espres.  
 Eus a hermais Roue, Qton ibd'espriplac.

Da zont bremâ zouden ganén betec enna.  
les no 168 à 172. **EMON.**

Credit en assurânc, va mignon quer Hernier,  
Ne rân ne tra nemet éruout c'hoas er gér,  
Goudé boulz retornez a bales ar Roue:  
Hogen pa gomand dîn, me ya c'hoas adare  
Evit gouzouf petra a zo en e zonet.  
Qen a vo ar retorna. Adieu déch', va fried.

**AN DUQES.** M'o ped da zont d'ar gér buânnâ ma'elfet.  
**EMON.**

Bet dichagrin ganén, rac ne zalein qet.

### TRIVET DIALOG.

**CHARLAMAGN** à antre gant e suit.

**HERNIER.**

Siré, va Ampereur, grêt emeus va beach :  
Deut ê an! Duc Emon ganén en personach,  
Evit oboissa bepret d'o Majesté.  
Lait deàn bremâ, Siré, ho polonte.

**EMON.**

Nêmeus grêd, va Roue, certen nep couardis,  
Evit dont d'o scavet adare var va chis,  
Da chouzout da beira o pba c'hoant d'am c'havet:  
Me zo prest da obet evel a leverfet.

**CHARLAMAGN.**

Orsus eta, Emon, clêvet ameus laret  
Ez ê ho pugale en em fortifet  
Ebars en eur c'hastel zo hanvet Râchesfort,  
Rae-se eimeus desir da obet eun efoet,  
Hac en om sicoutseñ evit assieji  
At c'hastel p'medi ho liban da Mepl.

## EMON.

Me och assur, Sire, ne meus grêt nep sermant  
 Ne zalc'hin deân mat perpetuelamant.  
 Pa gerfot partia, me o c'henillo ive  
 Da zougen an armou enep'va bugale.

## CHARLAMAGN.

Rac-se eta, Emon, pa n'en doc'h qet couart,  
 E soan dêc'h ar soign demeus an avan-gard ;  
 Fouges ha Ganelon a deuy d'o secondi,  
 Hac Ojer an Danoa, Richard a Normandî.  
 Ras-se eta, Emon, pa gafoc'h ho mibien ,  
 Nô espernit-int qet, pe ê collet ho penn.

## EMON.

Nebon me n'er grìn qet, me'r promet dêc'h certen.

## NEM.

Ni zo prest da varcha, Sire, pa gomanet ;  
 Hast on eus da venji deus och enemiet ;  
 Rac-se me o supli, Princet ha Baronet,  
 Ebars er c hampagn-mâna vet qet divorc'het ;  
 Ec'h comp dà gomanç eu brezel peini  
 Ne finisso qet c'hoas, a ze och assurin.  
 Renod hac e vreudeur a zo tud courajus ;  
 Mojis zo eur sorcer adret malicius ,  
 Ha dre art pe dre nerz, me'r promet dêc'h, Sire,  
 E teuint gant violanç da repos och arme.

## CHARLAMAGN.

Sonit an trompillon, an tabourinou bras,  
 Evit ma veomp oll carget eus a gourach ,  
 Ma c'héyomp da velet ar muntrer cri Renod ;  
 Qer vo deân laza va niz qer Bertelot.  
 Amân e son an trompillon. An arme a barti evit mont da forest  
 Darden. Emon a song an drapo è penn an arme.

## CHARLAMAGN.

Fâng oh, Ourne, poent ê din reposi... .

Mes petra eo'r forest mach antreomp enni?

ISAKAR.

Omn̄ a zo hanvet ar forest a Zarden.

CHARLAMAGN.

Êru ez omp eta iost d'on l'adversourien!

Demp bremâ da repos, ha varc'hoas ar bêure

Ni visito Renod en e gastel neve.

*Ar Roue hac e dud a zorli evit mont da repos.*

### PÉVARRET DIALOG.

AR G'HOMT SAMSON HA TRI ECUIER.

SAMSON.

Ententit, Otrone, me lavar déch'eun dra

Peini a glêvis dec'h da nos diveat

Ez eus en em gavet amâ en hor c'hichen

Pemp Chevalier vaillant demeus a Francisiens;

Ne gafet qet o far en Franç, en Alamagn,

Rac ober reont brezel d'ar Roue Charlamagn,

En deus o chasseet dre eun ambicion

Eus e Rouantelez, ep sujet na rôson.

AR G'HENTA ECUIER.

Qtron ar G'homt Samson, piou an dud vaillant-sé

O deus bremâ-zouden gret eur c'hastel neve

Var bord rivier ar Meus, zo crén hac imprenabl?

Me a gred e zint tud demeus a gourack vadet

SAMSON.

Pêvar zo bugale d'an Duc vaillant Emón,

Egile zo Mojis, mab an Duc Egemon,

Biscoas sur Alexand, ha qepebeut Cesar,

Pompe na Marc-Anton, Tiber, nac Anibal

N'en dînt het qer vuillant qeckm'or ar as-pâc'h

Rac-se mat am sensit, ni a yêlo bremâ  
 Da gavet anezet ep ober conardis,  
 Evit ober deze ofr mag eus hor zervich.  
 Evurus e vemp c'hoas cavet o amitie,  
 Rac me gred e vezint mestriebars er c'bontré.

## AN EYL ECUIER.

Oc'h avis a blîj din, Otrou ar Gôpârnet;  
 Pa eus tud qer vaillant êru en ho qartlet,  
 E qafen eun drâ vat donet d'o zaludi,  
 Ar re-se a zo tud a hell talvour demp-ni.

## SAMSON.

Demp eta, Otrone, demeus a eun acord,  
 Ma velfomp ar C'hastel demeus a Rochefort.

Avanç a reont eireze ar C'hastel, ha Samson a lavan  
 Salud, Chevalieryen, ar vaillanta biscoas  
 Zo bed var an douar nae iye et mor glas.  
 Me zo deut o pete gant darn va mighonet  
 Evit o pizita a garante parset.  
 Ha, nemet, Otrone, ha galac'h se esqis,  
 Evit ober ofr dêch demeus a hor zervich;  
 Pa ou eus an enor d'o cavez en hor bro,  
 Ez omprest evîdch da rougen an armou.

## RENOD.

Otrou ar c'bon Samson ha c'houi, Chevalieryen,  
 Ni zo oblijet btas dêch u da virviqne;  
 Hogen me bromet dêch, ha va breudeur ha me  
 A vesol fidet dêch e durant hor bue,  
 Pa è ho madeles ober offr d'or sicour,  
 Rac be ot bo afer oes eur goâl adveisour.  
 Ni zo Chevalieryen chasseet eus hor bro,  
 Hac evel bastardet privet eus hor madou.  
 Hon tad ia, hon tad, var levr sacré an Avleff  
 Zo n'em disclêryet demp eun enemi mortel,  
 Ha Roue Charlemagn, hor brassa chemi;

N'on eus nemeur a lec'h da vea disourci.

AN DREDE ECUIER.

Ne dê qet balamour d'q lachete, me gred,  
 Ez och demeus a Franç evelse chasseet;  
 N'och eus qet ar fêçon da vea sur tud lach :  
 C'houi och eus ar fêçon da vont tud a gourach.  
 M'och eus an aparâç, oc'h eus mui en efet;  
 Rac-se me lavar dêch ez oimp rejouisset  
 P'on eus an avantaj da gaout en hor c'hontre  
 Tud zo quer jenerus eveldoc'h, Otrone.  
 Ni rei déch asistanç demeus hon oll pouvoar  
 Epad an oll ma amzer vimp var an douar.  
 Mes czom bras oc'h eus da vea preparet  
 Da ober resistanç ous oc'h enemiet.  
 Ar Roue Charlamagn hac an Tadou a Franç  
 Zo en em assamblet gant calz eus a buissanç  
 Da zonet d'ar vro-mâ evit o tistruja;  
 Rac-se n'em breparit da resista ountâ.

RICHARD.

Me o trugareca dre garante parfet.  
 Me vel bremâ ez och fidel en hon andret.  
 Ous hon adversourien; ataqet vimp erfat,  
 Gant arme ar Roue abred pe divead.  
 Rac Charlamagn en deus ouzomp ambition ;  
 Q'en a garfe difram gant e zent hor c'halon ;  
 Mes, mar deu d'ar vro-mâ, e cavo e valeur,  
 Ha pa renqfen mervel er momant hac en heur.

RENOD.

Antreit em C'hastel, Otroy ar C'homt Samson,  
 Ha c'houi oll, Otrone, ma raimp coladiou ;  
 Hogen a visiqen na veomp qet couard,  
 D'en em fortisia, da redoubl ar goard.  
 Evit dont da receo ar Roue Charlamagn, oï  
 Mår teu sur d'ar vro-mâ n'en devo qet salz gagndi

PEMPET

**P E M P E T D I A L O G .**

**CHARLAMAGN** *hac e suit a antre.*

**CHARLAMAGN.**

P'om n'em rafrechisset, demp gant calz a ardeur  
 Da visita castel Renod hac e vreudeur;  
 Me en toue erfat ez è eur c'hastel crén,  
 Mar deu da resista epqen ouzomp tri de.

**ISAKAR.**

Arêtomp eun neubeud, me o ped, va Roue,  
 Èru omp ar vech-mâ tost d'ar c'hastel neve  
 Pehini a gredàñ a zo zur da Renôd;  
 Ne vo qet re facil livra deàn assot.  
 Deut da gonsideri, m'o ped, va impalaer;  
 Ar situacion eus ar vativant gaer!  
 Eut roc'h vrás da genta en deus da fondamant;  
 N'oufet qet e vina, an drase zo patant.  
 Fortifiet è c'hoas gant daou rum muraillou,  
 Rivier ar Meus' servich deàn da zouvezou;  
 Ouspen, remerqit c'hoas hueldet ar muryou;  
 Zo carget tro var dro deus a zantinelou.  
 An nep a yel re dost zo e risq da vervel,  
 Var an tour huella e rer ar santinel;  
 Bea a zo eur plaç zo imprenabl meurbet,  
 Nan, nemet dre famin ne vo sur qemeret.

**CHARLAMAGN.**

M'o ped, va avan-gard, c'houi, ancien Emon,  
 Ojer, ha c'houi, Richard, Salomon, Ganelon,  
 Da vonet em reqet d'ober dy eur bale.  
 Visitit tout erfat ar c'hastel superb-se,  
 Da c'hout ha c'houi gafe eur plaç indifennabl,  
 Ma posfomp hon arme en andret-se timat.

**N**

Pa blij ganêc'h, Sire, donet d'on députi,  
 Ni rî en ho reget qementse ep fasi.  
 Demp eta, Otrone, da visita'r c'hastel;  
 Ni rî ar veach-se ne veomp qet goel bel.  
 Me o ped, Ampereur, ha c'houi oll, Baronet,  
 Qeit a ma vimp absant na vit qet divorchet,  
 Rac mar or zant Renod nac ini e vreudeur,  
 E rint demp ar chasse gant calz eus a rigeur.  
 Mar clêvit nep tourni, deut prest d'or secondi;  
 Rac m'ar beomp santet e vo torchet hor fri.

## CHARLAMAGN.

Nebon it, Otrone, p'o pedan, hardimant:  
 Ne veoc'h qet goassoc'h qeit a ma vin presant.

*C'HOUEC'HVET DIALOG.*

*Emon a antre e-unan, hac en eur zellet eus  
 castel e vugale e layar:*

Setu me eta deut da visita'r c'hastel  
 So amâ batisset gant va fêvar bugel !  
 Possibl ve, va Doue, e ven-me qen ingrat  
 Dont d'en em revolti enep va fêvar mab !  
 Ret ê din en ober pe otramant caout blam :  
 Quementse a redoubl va foan a neve-flam.  
 Allas ! va bugale, me meus o panisset  
 Evel pevar bastard eus va zi hep sujet,  
 Hac ive o privet eus oc'h oll heritaj :  
 Me zo en oc'h andret cruel dre va c'houraj.  
 Ha possibl ve, Emón, ne ves qet c'hoas contant  
 Goude hea privet da bêvar inoçant  
 Demeus da oll vadou, da zonet amâ c'hoas  
 Emt clasq a bue ? oh ! ingrateri vrás !  
 Ra veo milliget ar moment hac an heur

Ma renoncis dézé dirac an Ampereur!  
Pa meus grêt va sermant, e renqân en derc'hal  
Dindan boan da vea traitour hac infidel.

## FOUQUES.

Hé bien, Duc Emon ! ha c'houi c'heus bisitet  
Erfat ar Chastel-mâ, hac a voar ar secret  
Evit en distruja ep arêti nemeur?  
Mar gouzoc'h se, c'houi vo mignon d'an Ampreur.

## EMON.

Ne meus qet bisitet c'hoas ar c'hastel neve;  
Hogen pa oc'h êru, demp or pemp da vale,  
Da c'hout ha ni velse ar plaç hac an andret  
Pehini a ve propr evit e gemeret.

Ne recomp qet a drous, me o ped, Ottone,  
Rac mar beomp santez or bezo ar chasse.

Pourmen a reont var dro ar c'hastel.

## OJER-DANOA.

En em denomp ac'hann, n'oufemp qet ober goell;  
Guelet omp, moc'h assur, gant tud eus ar c'hastel,  
Rac me gléo ar porz-bras memes o tigeri:  
Ne dal qet marc'hata; ret ê demp combati.

Amâ e clever tud ar c'hastel oc'h ober calz a vrudez.

## SEIZVET DIALOG.

RENOD *hac e dud a antre dre ar c'hoste oposet*  
*da dud ar Roue.*

## RENOD.

D'an armou! d'an armou! buan, chevaliergen!  
Rac me a vel amâ darn hon adversourien.  
Arça ta, va breudeur, mat qarit ac'handom,  
Greomp moyen d'o atrap en beo pe en maro.

## RICHARD.

Penos? Ojer-Danoa, Richard a Normandi,

Ha c'houï gouzout erfat ez oc'h hor c'hendervi,  
 Ez oc'h ar re genta a deu d'on ataqi !  
 Souezet en em gefoc'h qent fin an disparti.  
 Evit guelet Fouques, hac ar c'homt Ganelon  
 O tont d'on ataqi, ne gavàn qet eston ;  
 Adversourien int demp, an dud fall ha traitour ;  
 Hogen me en toue, ni rëyo dë labour.

RICHARD A NORMANDI.

Terrubl oc'h orgouillus gant ho preudeur, Renod,  
 Bremâ e vo goerzet dêc'h maro Bertelot.  
 Laza niz ar Rone ebars en e bales !  
 Ha c'houi vouije ober brassoc'h fallagries ?  
 Deut ê an Ampereur ebars en personach  
 Da venji Bertelot gant calz eus a outrach.  
 Peger sufisant oc'h gant ho castel neve,  
 Nebon ni a verreo ho çaqet märtezé.

RENOD.

C'houi o po da dalgout o c'horto qementse,  
 Orsus eta, va zud, evel leonet goe,  
 Saillomp oll a vagad var tud an Ampereur,  
 Pa int dçut en on toues evit clasq; o maleur,  
 Amâ e tenner ar c'hlezeyer a bep coste. Emmon en em bresant ractal.  
 Renod oc'h anaveoute e dad e peun e adversourien a gri gant spont :  
 O pebes tra estranch, horrupl da gontempli,  
 Me vel ive va zad deut d'or persecuti!!!...  
 Daouest d'o crueldet, va zad, en hon andret,  
 Ni zedo ar blacen ganêc'h, mes dre respet.  
 N'em dennomp, va breudeur, ne vomp qet qen ingrat  
 Da sougen an armou da gombati hon tad.

EMON.

Renod a laqa sœi ar retret evit nonpas en em ganna ous e dada,  
 Arêtitz, arêtit, pektronet didalve !  
 Mez am eus oc'h anzao evit va bugale ;  
 Me gallomp oc'h atrap, tud fall ha lquidie,

C'houi a vezò crouget evel crouga silzig.

Bugale Emon en em aret evit selaou o zad.

RICHARD.

C'houi o c'heus blam, va zad, d'on henvel poltronet,  
 Abalamour ma omp civil en oc'h andret;  
 Penevert respecti ma zoch er rejmant,  
 Ni or bije draillet ho tud oll en instant.  
 C'hoas eur vech o pedomp, gant pep civilite,  
 D'on lezel en repos, ha tec'hel alesse.

EMON.

Ah ! poltronet infain ! noc'h eus qet a galon ;  
 C'houi néen doc'h mat nemet da ober trahison.  
 Daoust pe c'houi n'en disen p'otramant na ret qet,  
 Rac ni zaillo varnoch evel leopardet.

RENOD.

Clêvit eta, va zad : p'oc'h eus c'hoant combati,  
 Ha pa oc'h obstinet ; ret ê o contanti ;  
 Hogen me o supli, na fiet qet ennoimp,  
 Mar git bete qeit se, e vo manqet ho cont ;  
 Mar gellomp och atrap, ni o talc'ho'r prison,  
 Da c'horto Charlamagn da bêa ho rançon.  
 Mes en em aretit. Daouest d'o cruote,  
 Me lavar déch amâ dirac an assamble :  
 Lavarit din, va zad, e petra e sonjet ?  
 Ha possUBL ve o pe collet oc'h oll speret,  
 Dont da bersecuti ho pugaligou baour,  
 Zo preciussoc'h déch eget arc'hant nac aour !  
 C'houi c'heus on renoncer e presanç ar Roue ;  
 Ah ! pegen enoret oc'h-u gant qementse ?  
 Hac evel bastardet, privet eus hor partaj,  
 Hac evit qementse n'en doc'h qet contant c'hoas,  
 Pa oc'h deut d'ar vro-mâ da zicour distruja  
 Ar placiq on eus grêt evit en em loja !  
 Hac e vijach ganet etouez ar bayonet,

Ar barbaret cruel hac an idolatret;  
 Ha n'o pije biscoas clévet comz a Zoue,  
 Ne vijach' qet quer cri' qever ho pugale.  
 Ma na suivit exempl, va zad, demeus an dud,  
 Deut da gonsideri ebars el loened mud;  
 Ne gafoc'h qet certen eul leon bars er c'hoat,  
 N'en deveus carante atao evit e voad;  
 Hac al loënet sovach demeus an horuplân,  
 En em briv eus ho boued evit o re vian.  
 Ia, c'houi zo eun tad quer cri en hon andret,  
 Ma ve eur blijadur déc'h or guelet crouget.  
 C'houi è sur an hini a dlefe or sicour,  
 Hac ez oc'h gouscoude hor brassa adversour!  
 Hogen, bezit furoc'h en amzer da zonet:  
 Sicourit ac'hanomp ous hon enemiet,  
 Hac e laro an dud: Setu an Duc Emon  
 Oc'h ajissa bremâ gant prudanç ha rôson.

## EMON.

Ah! glouton! na te gomz en termou nebeut fur!  
 Ha sonjal a res-te e rîn-me eur parjur?  
 Me dreujfe da galon adreus, gant va c'bleze,  
 Qent terri ar sermant ameus grêt d'ar Roue.

## SAMSON,

Re a civilite oc'h eus, Chevalieryen,  
 En andret ar re-mâ zo iszionerien,  
 A voa deut, ma c'haljent, evit o trahissa;  
 Alôn, saillomp varnê evel var ar chaç clân.

Renod hac e dud a gombat avan-gard ar Roue

## GANELON.

Evidoc'h da vea mui evidomp a dud,  
 N'oc'h eus qet a afer d'ober qement a vrud;  
 Rac ni or bo sicour mar or goeler goassa:  
 Courach, va mignonet, sicourit resista.

Chem a ra tranquilament da c'hotto respond e dud

Ha ne voac'h qet contant, Fouques ha Ganelon;  
 Da vea massacret va zad dre drahison,  
 Oc'h deut c'hoas d'ar vro-mâ da drahissa ive,  
 Dre'r gassoni vortel va c'hendervi ha me?  
 Hogen ni rêyo déch leusquel sur ho c'hoc'hén:  
 Redoublit a gouraj, m'o ped, Chevalieryen.

Avan-gard ar Roue a goll gant Renod.  
 Anlevi a ra e dad evel eur bugel ens a greis e rjimant.

RICHARD A NORMANDI.

En em zicouromp oll, Otrone, m'o supli,  
 Pe ez omp dre valeur contraign da reculi.

RENOD.

Orsus eta, va zad, pa droublit hon repos,  
 M'o laqai prizonier qent evit ma vo nos.

FOUQUES.

Alarm! Roue a Franç, pelech oc'h-u manet?  
 Ma na deut d'or zicour, ez omp oll qemeret.

### E I Z V'E T D I A L O G .

IDEILON, GRIFON, RIPUS, GALERAN; etc. a autre.)

IDEILON.

N'em disconsorit qet : éru omp d'o souten...  
 Mes setu qemeret Emon gant e vibien.

Avançomp, Otrone, var an dud fal traitour.

RICHARD.

Lézit va zad, Renod, ha deut pres d'or zicour,  
Renod a les e dad;

Ma rîyomp reculi arme ar Roue Franç.

MOJIS.

En dispit d'o furi ive d'o aroganç.

GRIFON.

Pemos? ha ni doublet e renqomp reculi?

Dirac mibien Emon hac e zivroidi ?  
 Djaoulou incarnet me gred eo ar re-mâ :  
 Ma ne n'em gourajomp, sur e veomp goassa.

RENOD.

Couraj, va breudeur qer, ha c'houi ive, Samson ;  
 Ni rei dé sur qarsa en o c'hofusion.

CHARLAMAGN.

Penos, va Baronet, maro ê ho calon ,  
 Ma ranxit achap quit dirac mibien Emon ?

GALERAN.

Ma na deut d'or zicour , Monarq ar Francisién ,  
 Ez omp dishenoret gant ar friponeryen.

CHARLAMAGN.

Renod ! me gomand déch' abeurs va Majeste  
 Da sessi ar gombat, d'en em denn alesse.

RENOD.

En em dennomp , va zud, en reqet ar Roue :  
 Just ê ober deàn eur sort civilite.

RICHARD.

Ne ràn cas a Roue nac eus a Rouanez ;  
 Ar c'henta a baqân, me'm bo sur e vuez.  
 Mar tizân ar Roue, me'n toucho ep egard :  
 Couraj, va breur Rénod, na veomp qet couard.

CHARLAMAGN.

C'hoas eur vech , p'o pedân, fe a Roue a Franç ;  
 Renod hac o preudeur it demeus va frezanç.

RENOD.

Holla ! arêtomp crac, repozomp hon armou ;  
 Nep en em avanço , me en extermino.  
 P'en deus c'hoant ar Roue e cedfemp ar gombat,  
 Obpissomp deàn demeus a galon vat.

*Renod hac e duz a cess da gombati hac a retorn d'o c'hasted.*

NÈM

## NÊM.

O va Roue puissant ! peger bras domaj è  
 N'en dê grêt peoc'h Renod dirac ho Majeste,  
 Aboue ma man ar bed en e greacion,  
 Ne voe tud quer vaillant evel mibien Emde,  
 Mave peoc'h entreoc'h, ec'h alsec'h mont ep doñes  
 Da ober ar brezel d'an oll infidelet.

## CHARLEMAGN.

Na gomzit qet a beoch, Duc a Nêm, m'o stupli  
 Ne oufen birvlgan donet d'o fardonni.  
 Ret è en em venji a varo Bertelot.  
 Ha gouscôude bremâ è plijet din Renod,  
 Pa en deus em rejet cedet ganén ar plaç.  
 Hogen e vreux Richard zo carget a outraj,  
 En deus dre e gomzou sfancet ac hanon,  
 Ne brisfe qet quitat ar blacen evidon.  
 Me gare ec'h afe eun daou ambasadeur  
 Em feurs bete Renod hac ive è vreudeur,  
 Da lavaret dêze livra din-mac Richard,  
 Da zispos dioutan evel eus eur pandard,  
 Evit ober outan erve va bolonte,  
 Hac o recevin c'hoas ebars em amitié.

## RICHARD A NORMANDI.

Sire, me en em offr da genta da vones  
 Da ober ar veach ebars en ho rejet.

## NÊM.

Ha me a yel ive joaus hep laqat mar;  
 Me gred e rîi Renod eun darn eus hon lavar.

## CHARLEMAGN.

Rentet din ar respont qent evit ma vo nos;  
 Ni ya d'or pavillon bepret vit ho cortos.

An Duc a Nêm ha Richard a Normandi, gant peb a vrang olives  
 Glazé d'or d'or, ya da sqâne din casse Renod.

O

## NOVET DIALOG.

**QENTA ECUTER RENOD d'andaou Ambassadour:**

Petra fel déch'amâ, mar sroit qen divergont?

Mar bet qen aheurtet, ne gafoc'h qet ho cont.

NEM.

Ni so messajerien abeours an Ampereur,

Hac a fel demp'guelet Renod hac e vreudeur.

AR C'HENTA ECUER.

Paciantit eun tam, ma rentin respont déch'h;

Me ya da lavaret dê dont da gomz ganêch'h.

Moni a ra d'e gomission. Renod, e vreudeur ha Mojis a zisqen,

RICHARD A NORMANDI.

Salud, Chevalieryen vaillant ha redoutet:

Deus'abeurs ar Roue ez omp bet deputet

Da zonet o'pete evit lavaret déch'h

Mar qerit ez è prest da ober peoc'h ganêch'h.

RENOD.

Ah! va c'henderiv Richard, ne c'houlennan qen tra!  
Lavaret-u prest din petra a fel deân.

RICHAD A NORMANDI.

Me en discléryo déch'h, ep bea tam couard.

Mar qerit delivra deân ho preur Richard,

D'en en venj anean ebars en e soubet,

E pardon ac'hanoc'h dre garante parset;

Ma na rit an drase, en deus touet penos

Ne lêzo birviqen ac'hanoc'h en repos.

RENOD.

Clèvit eta, Richard, ha c'houi Duc Nêm ive:

Ha no poa qen bçach da zonet or bete?

Penevert, m'en toure, ma och va c'hendervi,

Me a rafe en beo dones d'o tiframi.

Lavarit d'ar Roue, idoneas d'e c'houdronzon,

Ne rân fors ancâñ muiget fang va bontou,  
 C'houi qenta a diefe donet d'or menteni,  
 Hac e velâñ ez oc'h hor brassa enemi !  
 Hac oc'h qen efrontet da rei din conseil c'hoap  
 Da livra va breur qêz ! Tec'hit dirac va faç.  
 Mar deut gant ar sort traou eur vech all dirazou,  
 Me zeuy hep consianç d'o trailla a beziou.

NÂM.

Ni ya da zortial , Renod , hep ober brud<sup>s</sup>  
 RICHARD.

It eta, hac astit evel pa vec'h dead mud;  
 Terrupl en o cavâñ efrontet evit tud.

RENOD.

Dal'het ê Charlamagn eun neubeut en e ben,  
 Mar sonj deàñ penos e vemp-ni traitourien ;  
 Ma teufe an eil breur da verza egile.  
 Nan, nan ; biqen james ne c'hoarvo qementse.  
 Orsus, va breur yaouanq, va mignon qer Alard,  
 C'houi a renqo fenos donet da ober goard.  
 Eunoc'h em eus fianç ; rac-se en o pédâñ  
 Na lest den da antren ep on avertissa.

ALARD.

Chevalieryen vaillant , mar deus er gristenes ,  
 C'houi zervich demp da dad ha da vreut assambles ;  
 Mar domp forbanisset gant nep ou anjandras ,  
 C'houi a zet d'or zouten, va breur qer, dre ho chraç ;  
 Hogen me'r. promet déch'h ha va breudeur ha me ,  
 Ech' oboisfomp déch'h en durant hor bue.  
 Ha pa gomandit din fenos ober ar goard ,  
 Me a zento ouzoch hep bea tam couard ,  
 Hac en em aqito qercoulz ha ma rei den ,  
 Nemet dre drahiaou e teufet d'am surpren ,

RICHARD.

Va breur ena Renod , me o trugareca;

O clâmer lez compas! m' meus calz que a joa,  
En laun de Renod.

Demp etalds repos, m'o ped, va mignonet,  
Rac Castel Rochefort zo dur plac assuyez.

Monts, monts da gounches  
Gouaches !

### DECRET DIALOG.

CHARLAMAGN hac e suit q' autre, hac q' c'houlen  
ous an daou Ambassadour:

M'o ped; va mignonet, da trenta dàa rion  
A respout odiuensbet degant mibien Emon.

N.M.

Ia, certen, Sirs, n'a on eus respout betz;  
N'o pezo qet a joa nemeur ouz e glovez.  
Ne dalfe qet e mac'h, bea ameus horren  
Pa sonjaz en comrou Renod hac e vendeur.  
Pa maeus lajet degant ebans en ber langaj,  
Humpat ma voa possubl, petra voa hor beach,  
E antfeet Renod en qement a fusi,  
E sonjen e veuje tractal d'en distruji.  
Scignal a rē e zent, savez voa bléo e ben,  
Ma respontas derap-ni ebans en ber tenzen,  
Peros ne voa qet den da verza e vendeut  
Evit davet arver ganec'h, va Ampereur.  
Seru or chrevridi, ô Monarq puissant!  
Biaouz n'em' bea galet eraud den qqqr violans.

CHARLAMAGN  
Pa deuâtre da sonjak, e fel din araju,  
E ve pêtar goqin e resistez bazi!  
Na olieri eta, Emon, pourab sonjiz var se?  
Ne'm bozme qet têton domes ha pugle!

Emon.

Me bromer da Zote laudêch, va Impaler,

E pec'het dus va bjam ; pa meus grët va devert  
 Evel ma meus cavetanê var ar bale,  
 Emens a c'hombatet och' avan-gard ha me  
 Qement ha quer bian ma voamp bet var ar poent,  
 Penevert ho sicour da vont prisonerien.

## CHARLAMAGN.

Orsus, va Baronet, me ro dëc'h odianç  
 Da laret pepini e avis em presanç,  
 Da chout petra on dus ar guella da ober:  
 Biscoas tra n'am poanias evel ar soit aber.

## SALOMON.

Ampereur puissant, gant ho permission,  
 Me lavaro var se va resolucion,  
 Hac en och assurân evit nept sort efort,  
 Ne gemesomp dre nerz bïrvigen Ruchefort.  
 Ouspen, mibien Emon ma int tud redouzet,  
 Emaint en eur chastel fortificer meurbet,  
 Hac a zo imprenabl, erve a zéblant dia;  
 Biqen n'o qemeret nemet dre ar famin.  
 Rac ne vo quer Renod hac e dud qemeset,  
 Sortial bac anten ar reost d'o souet.  
 N'en dê quer tra facil donec d'en distruja;  
 Rac-se me ve avis da vones var hor c'his  
 D'ober goanvadurez adare da Baris;  
 Ha pa voomp et ac han, Site, mar o pe c'hoant,  
 E leqfoc'h da varcha tout oeh triere-band,  
 Ha doubla och armes da zonet d'ar vrommâ,  
 Ma leqfoc'h Renod trac e dud da grenâ.  
 Nemet dre's voyen-ss meus aon gant réson,  
 N'en em venjfoc'h biqen eus a vibien Emon.

## CHARLAMAGN.

Penos? tud jeneras ha quer vaittant ha min,  
 Ne deuyomp quer a ben deus ar pêvar goqin?  
 Ni on eus gonesse nombr bras x breviagez.

Gant an distera brud epqen eus hoa armou ?  
 Hac e ve eur c'hastel grêt em Rouantelez  
 A resistfe ouzin ?... Fonta rân gant ar vez.

HERNIER.

Grêt on ganêc'h, Sire, gouarner bars en Franç,  
 Bea meus dindannoc'h calz eus a buissanç;  
 Mes mar grit dîn eun dra zo em opinion,  
 Me réy déch en em venj eus a vibien Emon.

CHARLAMAGN.

Assuret mat, Hernier, mar d'on Roue a Franç,  
 Me royo déch qement demeus a buissanç  
 Evel a zezit, mar gallit ober ze,  
 Hac o caro parfet epad va oll hue.

HERNIER.

Ma ve déch agreabl, Ampereur puissant,  
 Donet da ogmanti c'hoas va gouarnaamant  
 Eus a drêgont leo dro, en form a eun duche,  
 Me en em oblige, dindan boan va bue.  
 Da renta déch Reaod hac ive e vreudeur  
 Dindan o puissanç, credit, va Ampereur,  
 Ha livra déch n'alchoue deus ar c'hastel neve :  
 Ne brômetan netra na vin sur, va Roue.

CHARLAMAGN.

Mar gallit ober se m'o crêyo Duc en Sans,  
 Eun duche ar c'haera a zo ebars en Franç;  
 Hac ho tud o coude o devon dignite  
 Ha memos privilej, mar qarit ober se.

HERNIER.

Me a ya da c'hoari eta va fersonaj;  
 Rac-se roit dîn, Siz, tud demeus a gouraj,  
 Mes tud a vo fideli, allin fiout enne,  
 Hac a réyo evel ma comandâa deze.

CHARLAMAGN.

Deputit, va mignoe, au dep a zo d'o crat,

Hac e varchfont ganêch ne vo qet a sebat.

**HERNIER.**

Pa rit din an obcion, eus a ze, va Rose,  
Grifon de Hotefeill am eus c'hoant a deufe,  
Fouques de Morillon hac ar C'homt Ganelon,  
Galetan ha Ripes, hac ar Prinç Idelon,  
Hac an Duc Isakar, zo ive den vaillant;  
Ar re-mâ a fel din, Ampereur puissant:  
Comandit dê, Sire, dont ive d'am zicour,  
Eyit tenna venjanç depeus oc'h adversout.

**CHARLAMAGN.**

It eta, Otrone, p'en deus fianç ennochig,  
It prest d'er secondi, hep areti pelloc'h.

**IDELON.**

Ampereur puissant ! pa ê ho madelez  
Da zont d'am deputi, me hac oc'h Otravez,  
Vit mont, en ho reqet da secondi Hernier,  
D'en em venji demeus och enemi mortel,  
Ni yêlo gant joa vrás ebars er veach-se,  
Hac a broemet ive dirac ho Majeste,  
Penos ne vangfomp qet da ober hon esort  
Da renta déch' Renaud ha castel Rochefort;  
Rac meritout a ra pol zo mibien Emon  
Digant ho Majeste cavat punicion.

**CHARLAMAGN.**

It eta, Otrone ; hogem me o supli,  
Grit din en em venji demeus va enemî.

**HERNIER.**

Oress, va mignonet, seru mî en cur poest  
Ma renqomp implija bremâ hon oll scient  
Evit dont da sonjal penes nac en pe gis  
Ech alfomp dont a ben demeus hon antreprise.

**GRIFON.**

Chouï a zo an otent demeus aa drajedi;

Racce n'oc'h eus v'bîtmâ nemet delibéri  
 Penos efectui erfat er bromesse  
 Och eus-u grêt brematc en presanc ar Rotz.  
 Ni zo u dêch sicour demeus on oll pouer,  
 Not'h eus nemet sonjal petra zo da ober.

HENIER.

Ret vo n'em ambusq' fénos er c'hoadiq-mâne  
 Mes en em dalc hit prest, dreist pep tra o pedanç  
 Pa deuin d'o cavet da vea oll armet,  
 Ha da heuill ad'hando dilijant ha seeret,  
 Ha me ya d'ar c'hastel evit goulens loja:  
 Me breiant mont fénos gant Renod da goanya.

GALERAN.

Grit moyen eur veach demp da vont er c'hastel,  
 Ha ni vo messt ebats certen hep dale pél;  
 Ha ma ha ellomp qes dre ennomp on unan  
 Distruij Rochedort; ni a laqai an tan  
 Assur qenu sorais en daou pe dri addret,  
 Ha dre ar ivoyen-se e vo sur oblijet  
 Renod hac e vreudeur da guiat o c'hastel:  
 Mar gallomp ober se né vonneta, avoel.

HENIER.

Me ya era em zro; Rac-se val mignduet,  
 En em dalc his oen stat pa devint d'o Ravez.

UNNE C V E T D J A L O G

ALARD da Hernier peisst sgo var an nor:  
 Pious a sgo rueloo, diez chauz-mâne an noet  
 An aerozstib houest mo poentibas d'e repas:  
 Ma si que Chedaliorua bdaet an Almperelle,  
 Ha rac ma meus meulet Renod hac e vreudeur  
 En preciagi Charlamagu en deus va chastez.

Er mes eus e servich gant pep sort cruidet ;  
 Èru voar var ya lerc'h ; mar gallont va faga .  
 E veziu distrujet dre'r maro cruelia.  
 Rac-se me o supli , Otrou , dte charite ,  
 Da r   din eur voyen da recour va bue :  
 Digorit din an nor, humblamant, m'o supli ,  
 Ma chomin er c'hastel fenos da reposi.

ALARD.

Me ya da gaout Renod a zo va breur ena :  
 Ne antre den am  n ep en avertissa.

HERNIER.

It ta , gant dilijan   hac astit ho pa  iou ;  
 Ma na deut d'am zicour , allas ! ez   n maro .  
 Digesi a r  dean en ber abars eur pennad , hac ec'h antre .

*D A O U Z E C V E T D I A L O G .**RENOD hac e dud a antre.*

RENOD.

He bien ta , va mignon , petra zo a neve  
 Ma och qen diveat henvoas var ar bale ?

HERNIER.

Ato . Otrou Renod , question    penos  
 E voampoll o coania eur nebeud quen ser-nos ,  
 Hac ez    comancet darn a dud ar Roue  
 Demeus eur voez comun da laret etreze  
 E voa eun dra horrabl dont da gonsideri  
 Ne deuet qet a ben eus ho preudeur ha c'heui .  
 Neuze en deuis laret eur certen louidie  
 Penos e labourae'h dre art diaboliq ,  
 Hac e voach traitourien ha md ep tam calon ,  
 Hac o poa , c'houi , Renod , lazet dre druhison  
 Basselet , niz en Roue , ebars ent e bales ,

Hac e voac'h achapet neuze dre sorceres.  
 Me ne allis jâmes soufr ar seurt calomni,  
 Hac e rois dê tout ractal an demanti,  
 En eur maiteni ferm e presanç ar Roue  
 Ha dirac e Brincet e voa fos qementse,  
 Hac voac'h Chevalieryen ar vaillanta biscoas  
 O devoa gant o zreid moustret var ar yeod glas;  
 Penos voac'h tud loyal ha carget a bitie,  
 Pere ne glasq netra nemet ar virione;  
 Ha mar boa Bertelot lazet dre accident,  
 O poa grêt qememtse dre ho corf defendant:  
 En deyoa da genta comancet ar mêle,  
 Hac e voa eun dra just penos e perisje.  
 Ar Roue Charlamagn gant calz a violanç  
 En deus grêt din neuze mouet eus e brezanç;  
 M'en deus bremâ regret, erve am eus clêvet,  
 N'en devoa var ar plaç ac'hanon pumiset.  
 Qement ha quer bian mar galler va derchel,  
 E vezin distrujet dre eur maro cruel.  
 Rac-se, me o supli, Otrou ar Chevalier,  
 O peç, mât plij ganêc'h, truc eus va mizer,  
 Ha deut d'am repai ebars en ho castel,  
 A me a vo sur déch' fidel bete mervel.

## RENOD.

Bet assur, Chevalier, erve a larit din,  
 Ne oufen biryiqen donet da demoigni  
 An obligacion a meus-me, Otrou, déch',  
 Mar dê goir an traou-mâ am eus clêvet ganêc'h.  
 Antreit em chastel hardimant, va miguon;  
 Ha ni ray assambles bremâ colacion,  
 Ha roit assistanç idemp-si, m'or be afer.

## HERNTER.

Otrou, me rayo-se; en fe fa Chevalier,  
Renod a greed anel, þegn; Þa ða synnes us khout

***TRIZEC VET DIALOG.***

**RENOD a lavar d'e vreudeur:**

Alòn ta, va breudeur, set vezò demp fenos  
 Eva pep a vanne qent monet da repos,  
 Da enori presanç au den jenerus-man  
 A zo balamoqr demp en em laqat en poan.

**ALARD,**

Azeit prest ous tol, Otrone, m'o supli,  
 Ha m'em bo an enor da zont d'o servichi.

En em laqat a reont tout ous tol.

**RENOD.**

D'o craçou mat, Otrou; larit demp oc'h hanò.

**HERNIER.**

Benoas en assuranç a rer eus ac'hanòn.

**GUICHARD.**

Ar Roue Charlamagn, erve a leveret,  
 Hac e oll Baronet a araj gant despet,  
 En defot ne ellont eur vech cavet ar chanç  
 Da disout ac'hanomp dindan e buissanc.

**HERNIER.**

Guir ê sur, Otrone, drouc so en o c'halon,  
 En defot ne allont caout ac'hanoc'h rôzon.

**RICHARD.**

Pa deufe ar Roue da grevi gant araj,  
 Ni réy deàn matier d'exerci e gouraj.  
 Tromplet ê, m'en assur, en e opinion,  
 Mar sonj gonit netra var bugale Emon.

**SAMSON,**

Ne dalfe qet e naç'h, ruya ràn gant ar vez,  
 Pa sonjân en malic an Ampereur Charles,  
 A zo deut a Baris gant eun arme ponner  
 Kyit tenpa venjanç à bêvar Chevalier !

D'o craçou mat, Mojis. Clèvet emeus pel so  
C'houi voar, pa ve ezom, ober caiz a ardeu.  
**Mojis.**

Evit lavaret guir, me voar va *be a ba*,  
Ha gout a ràn ive va *Domine, labia*;  
Mes ne exerçan qet james va secrejou  
Nemet en cas ma vemp e poan eus ar maro.  
Mes mar chotmàn nemeur c'hoas gant va c'hendervi,  
Me rayo d'ar Roue, drouc ha mat gant e fri,  
Ober eur peoc'h padus gant bugale Emon;  
Pe dones da soufri mez ha confusion.

**GUTHARD.**

Bremâ p'on eus coanyet, Renod, deliberet  
Piou à vo deputet fenos da ober guet;  
Mac'h ayomp da repos, rac goel nos è dija,  
Mé a grêd e vemp oll contant da ziscuizâ.

**RENOD d'e Ecquier:**

Va mignon qèr Déland, c'houi zo eun den fidel,  
Me o teput fenos da ober santinel:  
Na lest den da antre na c'hoas da sortia,  
Ep rei din da c'houzout ha va avertissâ.

**DELAND.**

Credit en assuranç em eus joa em c'halon  
P'am implijit ive ebars en facsion;  
Me rayo gant soign bras ar zantinel fenos.  
Rac-se ta, Ottone, it hardi da repos;  
Me en em acqito qercoulz evel eun all;  
Rac me voar ar vicher, grêt emeus-hì goechall.

**RENOD.**

Alòn, va mignonet, demp bremâ da gousquet,  
Qemerit o repos bac en em discurzet;  
Dreist pep tra o pedan na veo den traiour,  
Ha ni rey d'ar Roue ha d'e Brincet labour.

Mont'rebant ar goezog,

*Piavarzevet Dialog.*

*HERNIER siouliq outan e-unian :*

Bremâ pa ê cousqet an oll dud er C'hastel,  
 Me à ya goustadiq bete ar zantinel,  
 Da gontraignu aneàn da ober digor din,  
 M'ar gra refus da se, me zeuy d'en etrangli ;  
 Ha p'am bo an alc'hous dindan va fuissanç,  
 Me a rayo antren arme ar Roue Franc ;  
 Ma tistrusjfomp Renod hac e gasteñ nevez,  
 Haç evit recompanç me am bo eun Duche.

*DELAND en santinel.*

Oi vi ? piou zo aze d'ar c'houlz-ma o qerzet,  
 Hep goulou na letern ? parlant mar qerset,  
 Pe me gant va c'heze a rey déc'h eur flipat,  
 Hac o po goude zé labour d'en eur lipat.

*HERNIER.*

Eur c'holiq violent so eus va zourmant ;  
 Digorit din ar porz mac'h in da bourneni.

*DELAND.*

Pourmenit er c'hastel qement hac a gerfet ;  
 Mes evit sortial certen ne refet qet.

*HERNIER* a den e gleze hae a dosta d'ar zantinel.  
 Ha sonjal a res-te, lavar, cos etourdi,  
 Ne meus qen da ober nemet direzoni ?  
 Pa na gères ober eun darn eus va soubez,  
 Me a laqai bremâ da ben bras da lamet.

Trec'hi a ra e ben hac e cuntheu da gozelik  
 Pa meus troc'het e ben, me'n solo en douvez,  
 Ha bremâ pa garia me sortio er mes.

*Qemar a ra an alc'hone, hac e tigor ta nor.*  
*Bremâ meus ha alc'hous eus a gästel Renod,*  
*Me rëi deàn ember ober eun danç d'an drod.*  
*Sortial a ta davent da geant arme ar Roue er c'hoazi, hac e lavata.*

Me ya bremâ da vont d'avertissa va zud  
 Da antren er c'hastel ep ober nep tam brûd.  
 Ha c'houi zo preparet, laret din, Otrone,  
 Da livra ar c'hastel Rochefort d'ar Roue?  
 Me meu's grêt gant va born eun tol a zo adret,  
 Râc lazet ê ganén an nep a rê ar get;  
 Alc'houeziou ar c'hastel zo em possession:  
 Bremâ c'hellomp antre gant pep sort hardisson.

## GRIFON.

Comancet mat oc'h eus; tachomp da achui,  
 Rac-sé, va mignonet, bremâ mar credet din,  
 Demp oll directamant ebars en cambt Renod;  
 Hogen me o supli na veomp qet quer sod  
 Da vanqout de errer hac e vreudeur hac én,  
 Evit m'o frezanisomp er stat-se d'ar Roue;  
 Hac ar sorcer Mojis, mar gallomp e attrap,  
 A vo ive crouget ep cavet nep achap.

## HERNIER.

Ebars er basse-cour emâ ar Chomt Samson,  
 Hac e zaou Ecuier am c'hlêvo emeus aon,  
 Hac ebars en donjon emân ive Moji;  
 Mar santont ac'hanomp e vo tom ar c'hoari.  
 Arme ar Roue a antre er c'hastel gant o zrompillou ha tabourinez.

## PEMZECVET DIALOG.

*Mojis a zaill eus e vele hac a reddâ gamb Renod.*  
 Va c'hêndervi Renod, Richard, Alard, Guichard,  
 Possubl ve e varvac'h evel pévar couard!  
 Qemetit och'armou, dent buàn ganeme;  
 Setu leuri ar c'hastel eus a dud ar Roue.

Ar pévar mab Emon a lamp var o armou hac en em bresan.

## RENOD.

*Ha possubl ve penos e ve nep trahieon?*

Setu tud ar Roue deja mestr en donjon.

RENOD.

Setu ni trahisset bremâ, va breudeur paour;  
Goas ê an traitourien eget na'n de an diaoul.

RICHARD.

Disqennomp prest d'an traon da gaout hon enemi;  
Ha pa vent nombrussoc'h, ni rîy dê reculi.

RENOD.

Ha, traitouryen infam! n'en domp qet c'hoas hazet;  
Mes nê dê qet ho fot, tud fall ha milliget!

GALERAN.

Eu em dennomp ac'han, p'otramant omp maro;  
Me ya da gerzet quit, deut an nep a garo.

Tud ar Roue, nemet Grifon hac Hernier, a zorti eus ar c'hastel.  
Renod hac e vreudeur a boursu ane.

RENOD.

Otsus, serrit ar porz, Samson, var ar rezc,  
Hac e ve mil ane e colfont o bué.

Greomp enor on ti d'an traitouryen fal-màn;  
Ar c'henta à drapin me zraillo aneân.

ALARD.

Ha c'houï en em denno? tud vil ha traitourien!  
Qarza a renqfoc'h sur, pe leusquel ho croc'hen.

MOJIS. Seti a rer an nor,

Retornoimp var or c'his, va c'hendervi fidel,  
M'or bomp soign eus ar re zo chomet er c'hastel.

Samson a zigor an nor, Renod, e vreudeur ha Mojis a antre,

GUICHARD.

Pieu è a zo chomet? lavarit din, Samson.

SAMSON.

An daou traitour brassa : Hernier, neuse Grifon;

RENOD.

Ar re a so chomet, efei so chomet mat;  
Rej e yo sei-deze peb a ruban capap.

Alòn, demp da erren an dud fall miliget;  
Biqen ne reposan qen na veont croqget.

Mont a réont d'o e'herc'hag

### C'HOUEZEC VET DIALOG.

*RENOD hac e suit; Grifon hac Hernier garotet.*

**RENOD.**

Ah! cos monstre infernal! evel Judas, Hernier,  
E coanya eus va dol em trahisses noizer!  
Goude m'out repuet ganén ha va breydeur,  
Ez out infam avoalc'h da glasq demp hor maleur!  
Ha te c'heus-te grêt se ac'hanout da unan?  
Discarg da gonsianç, pretest out da finissan;  
Pe mar ê ear re all en deus da icitet,  
Lavar ar vifione, ne n'ach netra ébet.

**HERNIER.**

Va unan on coupabl, ne vlamhn den ébet,  
Rac me ê an oteur en deveus conspiret;  
Prometet e'meus bet e presanç ar Roue  
En ho rentjen deàn e faveur cuñ duche.  
Rac-se, va funissit evel ma ê rôson;  
M'en em discléry coupabl demeus an drabison.

**MOIRS.**

Grifon a lavare e ranqjet va c'hrourga;  
Mez ra oft da ober deàn ar mèmes tra.

**RENOD.**

Me o pèd humblamant, Otron ar Chomt Samson,  
Pa oc'h eun den prudant ha çarget a rôson,  
Da brononç an arêt ebars en langaj ber,  
A cnept an daou-mâ, ma vo grêt o afer.

**SAMSON.**

Pa bedit ac'hanou, ap bout capabl da ze  
Me rentio o arêt ne ve get a zale;

**Grifon**

Grifon de Hoteleill a renq bca crouggt  
 En eur plac mac'h allo ar Roue e velet;  
 Ma laro Charlamagn hac an Tadou a France  
 En deus ruban canap evit e recompanç.  
 Hernier a verit c'hoas brassoch punicion,  
 Dre mà è an oteur demeuz an drahison;  
 Ne alse get ar grosg e bunissa avoalch:  
 Ret vo en diframa en beo gant pêvar march',  
 Hac en lezel neuze da vont en cors ar chaass,  
 Balamour ma è bet eun traïtour hac eul lach.  
 Setu en ber gomzou prononcet an ajet,  
 Grit bremâ, pa geret, ma yo executet.

## RICHARD.

Preparomp ar c'hezeg bremâ, va breudeur get,  
 Ma vo leqet Hernier entre pêvar gartier;  
 Ha goude qementse e vo crouget Grifon  
 Eus huelha sourel so var ar pavillon.

GRIFON.                  Qemera rôr an.

Allas! va fardonit, Otrone cordial;  
 Me ne voan deut nemet dré ali ar re-al;  
 Comandet voa din dont gant ar Roue Charles,  
 Ha me ne gredis get e refusi jame.

## MOJIS.

Gant demezel ar groung ema ar pardonioù;  
 Meritout a rit se assurer pel a zo.  
 C'houi è ar miserabl en eus lazet va zad;  
 Me o pêo bremâ gant eur ruban canap.

Sortia a rappt.

*SEITECVET DIALOG.*

Ama e crouger Grifon, hac e tiframer Hernier entre pêvar march'.  
 Et mèmes amzer e pares arme ar Roue dirac ar c'hastel.

## MOJIS.

Goeler a vit amâ recompanç trahizon?

P

C'houi a dai qn drase da Hernier ha Grifon.

Mar gallomp o trapout o po sur qement all ;  
Rac mar manqomp varnoc'h n'o po qet d'on tamal.

**CHARLAMAGN d'e dud :**

Poaniet on , Otrone , pa ne glèvàn nep brud  
Eus a gannad Hernier ha demeus e oll dud.  
Mar dint en em fouret en castel Rochefort ,  
E vint oll massacret en dispit d'o efort....  
Mes me vel oc'h antren Idelon ha Fouques ,  
Ha calz a re a voa en o c'hompongnez.  
He bien ta , Otrone , petra oc'h eus-u grêt ?

**IDELON.** Ispionet ar Roue a antre.

Ato eur veach ven ha tost Demp bout crouget.

**CHARLAMAGN.**

Pelec'h ezê chomet ha Grifon hac Hernier ?

**IDELON.**

Me gred emaint bremâ ous eur potanç en êr.

**CHARLAMAGN.**

Petra eo ho peach ? lavarit an tenor.

**RIPUS.**

Confuzion ha mez mui eget a enor.

Ampereur puissant , mar soufrit ac'hanòn ,  
Me lavaro dêc'h-u or beach en ber gomzou .  
Pa voamp êt gant Hernier dre ho permission  
En esper qemeret castel mibien Emon ,  
E comandas Demp prest ambusqi en eur c'hoat ,  
Hac ec'h ês e-unan d'ar c'hastel diveat ;  
Qer suptil e comzas , m'en devoe da goania ,  
Ha pedet ouspen-se an nos-se da loja .  
Pa voe ta pep unan qousket mat er c'hastel ,  
E yas neuze Hernier bete ar zantinel ,  
Hac e troc'has e ben da'n ini rô ar get ;  
Neuze e sortias justamant d'e souët ,  
Ma teuas d'or c'havet er moment hac en heur ,

Da vont gantân da glasq Rénod hac e vreudeur,  
 Pa voamp er basse-cour o pignat en donjon,  
 E voemp clêvet souden, hac ar c'hoqin Samson  
 En deus on arêtet ha difiñet Moji,  
 Pini a raz ractal sevel e gendervi:  
 Ma teujont d'or c'havet evel chass arajet,  
 Ha m'oa ret demp quitât pe bea oll lazet.  
 Mes Grifon hac Hernier zo dalc'het er c'hastel;  
 Me gred parfetamant e wo grêt dê mervel.  
 Goella tra on eus grêt pa voamp o sortian,  
 Ebars er basse-cour on eus laqet an tan.  
 Me gred en ber amzer e vezo reduiset  
 En tan hac en ludu.... ha c'houi vel ar moger?

### OJER.

O! pes confuzion dêc'h-u, Roue a Franç!  
 Setu an Duc Grifon staget ous eur potanç,  
 Evit e recompanç da ober trahison,  
 Ze vo d'e oll ligne mez ha confuzion.  
 Mes Doue a zo just : én a lazas Beuvet;  
 Me gred dre urz Mojis assur ê bet crouget.  
 Hac Hernier, moc'h assur, n'en d'o qet nebeutoc'h;  
 Birviqen trahison ne ra ive pélloc'h.  
 Ma vijac'h atrapet, Fouques ha Ganelon,  
 E vijach pêet mad evit o trahison.

### CHARLEMAGN.

Ojer! me gomand dêc'h na ret reproch da zen:  
 Ar pes zo c'hoarveet lezomp-an da dremen.  
 Ah! tud abominabl! mar d'on Roue en Franç,  
 Me zisqo dêc'h staga va zud ous ar potanç.  
 Hogen, setu an tan o qregi er c'hastel;  
 Sortial a renqfont me gred ne vo qet pel;  
 Rac-se tolomp evez pe a goulz e c'hint quit,  
 Ma traillfomp a besiou an dud fal hipocrít.  
 Mes ne vo qet dêvet a c'hastel ar vech-mâ,

Ne sortisont qet c'hoas, rac-se demp da leina.

### *TRIVAC' H V E T DIALOG.*

#### *RÉNOD.*

Maleur demp, Otrone ! setu croget an tan  
Ebars en or c'hastel, caer on eus e lazàn.  
An dud fal-ze certen, pa n'ellent ober qen,  
O deus grêt gement-mâ, an dud vil iñbumen !  
Allas ! pa ê dévet bremâ hon oll betail.  
N'en deus moyen pelloc'h demp da ober batail;  
Rac-se n'em brepromp bremâ evit quitat.

#### *MORIS.*

Ref sur e'vo ze identip abret pe diveat.

#### *GUICHARD.*

Demp eta ipa gerfoc'h, Rénod, va breur ena;  
N'or bo repos ebet pelloc'h er c'hastel-mâ.  
C'hoas ez omp evurus bea bet preservet  
Demeus an drâhison à voa demp préparet.  
Demp-ni da eur c'havarn, me voar pelech emâ,  
Hac or c'hasso teir leo démeus an andret-mâ;  
Ha dre ar voyen-se ne weomp qet sautet.  
Gant tud an Aimpereur na gant re e Brineet.

#### *RÉNOD.*

Ni heuillo oc'h avis, va breur Guichard timat.  
Adieu ta, Rochefort, gant calz a huanat:  
Doue da rei demp grâc' en amzer da zoniet  
Da gavet qercoulz chanç hac on eus amâ bet.

#### *CHARLAMAGN.*

Setu castel Rénod consumet gant tan goal,  
Gouscoude ne velân ini o sortial.  
Eun dra vrás, Otrone, ê sonjal lavaret  
Dre-pe hent ec'h tafsent bea en em dénnet.

#### *RICHARD A NORMANDI.*

Ha sonjal a mitu ear sorcer bras Moji

Ne ra qet pep tra tout erve e fantazi?  
 Ennes en eus grêt dê en em denn quer subtil;  
 Ebars en art Merlin ez est meurbet habil.

**CHARLAMAGN.**

Arça eta, Emon, bete'n heur a vremâ  
 Ne meus qet lec'h d'o plam, qentsé en o meulân;  
 Rac-se o suplian c'hoas da guntunti  
 Da ober em reqet eun dra a leverin.  
 Ret est dêch qemeret, Emon, daou rejimant  
 Eus va Chevalierien, pere zo tud vaillant,  
 Evit monet d'ar gêr da ober eur bale,  
 Marteze e cafoc'h dre chanç ho pugale.  
 Mar gallit o atrap, rentit prest din anê,  
 Ha me och enoro e durant ho pue.

**EMON.**

Ampereur Charlamagn, pa meus grêt ya zermant  
 Me zalc'ho anean perpetuelamañt;  
 Rac-se ta, deputit piou a deuy ganeme,  
 Ha me réy va fossabl da heuill ho polonte.

**CHARLAMAGN.**

Richard a Normandi, Ojer hac Idelon,  
 Galeran ha Ripes, hac ive Salomon,  
 Hac an Duc Isakar, ha Marquis Henori,  
 A zo Chevalierien courajus hac hardi.  
 Ni a ya da Baris d'o qortos var hor pouez.  
 Adieu dêch, Otrone, qen a yo er pales.

As Roue hac e suit a ya da Baris.

**EMON.**

Adieu eta, Sire, me brômet dêch erfat  
 E rimp sur, mar gallomp, pep tra erve hor stat.

**As MARQUIS HENORI.**

Orsus eta, Emon, non eus nemet sorjal  
 Pe ni a glasq an dro pe ni a ya ractai  
 Etreze ha Dordon, da glasq ho pugale.

Eun den violent è gouscoude ar Roue,  
 Comandi da eun tad distruji e vugel;  
 Qementise a gavàn dinatur ha cruel!  
 Mes enſin, er brezel n'en deus egard ebet  
 Entre na tad na mab, qerent na mignonet.

EMON.

Demp ractal, Otrone, entreze ha Dordon,  
 Mar cavàn va mibien em bo confusion;  
 Rac me a arajfe sur evel eul loen goe  
 Qent evit mā vənqſen da gombau ouſe.

RENOD.

Bremâ pa omp pellēt diouſ hon enemi,  
 Me gred, va mignonet, ec'h ellomp reposi.  
 Me vel aont eur feunteun hac a zo admirabl,  
 Ha partout var e zio eur yeoten agreabl.  
 Amâ eus eur plaç brao meurbet da zisquiza;  
 Beomp oll divorç'het pa omp êru amâ.

GUICHARD.

Disarmomp, Otrone, ha qemeromp repos;  
 En tal ar feunteun-mâ e viomp brao fenos.

RENOD.

Evomp peb a vanne demeus ar feunteun-mâ,  
 Da yec'het Charlamagn hon enemi brassa,  
 Ha d'en em disquiza couſqomp var a yeod glas;  
 Nemet suprenet vemp, ne roàn qet a gaz.  
 Gourve a reont var an douar hac e chomant couſqe,

---

*N O N T E C V E T   D I A L O G .*

EMON a zistro ous e dud hac a lavar:  
 O pebes tra estranj, peger merveillus bras,  
 Me vel va bugale couſqet var ar yeod glas!  
 Bea ve eun dra lach ha reprochabl meurbet  
 Donet da gombati tud cavet disarmet.  
 Orsus, lavarit din, Otrone, ha me die

Dont da livra combat bremâ d'am bugale.

RICHARD A NORMANDI.

Otrou an Duc Emon, bea ve eun dra lach  
Ataqi den abet ebars en poltronach;

Lezomp-int da repos, n'oufemp qet ober vel ;  
Guelit, setu dija pulluc'het o c'hastel :

Avoalc'h eus a zomaj o deveus receyet ,  
Ep bea davantach gauêc'h persecutet.

Ne dalfe qet e nac'h , true am eus oute :

Me garfe e ve grêt o feoc'h gant ar Roue.

IDEOLON.

Avoalc'h a lavarit, Richard a Normandi ;

Hogen ne sonjit qet penos ema'r c'hoari.

Ha ne ouzoc'h-u qet en eus an Duc Emon

Lezet e vugale ebars en abandon ,

Ha c'hoas en deus touet var levr an Aviel

En em disclêrye dê eun enemi mortel ;

Prometet d'ar Roue penos en o rento

Dindan e buissanç , en beo pe en maro ?

P'en deus grêt e zerinant e renqo delc'hel mat ,

Dindan poan da vea infidel ha gaouyat..

EMON.

Me a garje goelloc'h bout collet va duche

Evit bea cavet amâ va bugale ;

Rac mar o c'hombatomp ha ni d'o c'hemeret ,

E rîi an Ampereur gant pep sort crueldet

Donet d'o distruja evel pa vent laeron ,

Ar pez a ve din-me mez ha çonfusion ;

Ha pa meus o c'havet amâ dre eur malheur ,

Ma n'o c'hombatân qet , e teuy an Ampereur

Da acus ac'hanòn demeus a lachete ,

Ha da vea eun den infidel d'am Roue,

OJER-DANOA.

Nen dê qet necesser lavaret d'ar Roue .

Penos o pe cavet amâ ho pugale.

**EMON.**

Nan, nan, n'e gomesin birviqen trahison ;  
Qent e soufren domaj ive confusion.  
Rac-se ta, Henori, c'hous, vel va Chevalier,  
Lavarit da Renod ebars en langaj ber  
Hac ive d'e vreudeur penos en o zifian  
Mar o deus tam calon dont da disquel bremain.

**HENORI.**

Eur c'helou trist meurbet e ze da brononci ;  
Hogen, Otrou an Duc, p'och eus comandet din,  
Me ya en ho reqet bete ho pugale,  
Evit anonci dê ar c'helou cruel-se.

Mont a ra da groud Renod, peiai zo couquet, hac e lavat desti.  
Ah ! Renod jenetus, terrubl oc'h reposet !  
Me gred en ber amzer e vlot difunet.  
Deut on abeurs ho tad evit o tisla ;  
Rac-se n'et a breparit da resista outa.

**RENOD o tisla.**

Lavarit, Chevaller, mar plij ganec'h, d'am zad,  
Ma n'en deus qet a chioant da ober demipni vat,  
Na rey qet demp a zrouq ive da viana :  
Biscoas he veils tad cruelloc'h evita.

**HENORI.**

Digareit, Renod, qement hac a gefet,  
Bremâ zouden vantant e viot assailllet.

Distrei a ra da groud renod, hac e lavar desti.  
Grêt e mëus va beach, Otrou an Duc Eiffion ;  
Ne vo qet ataqet ho miplien en poltron.

**RENOD.**

D'an armou ! migronet ; m'o ped, grit dilijant ;  
Setu ni suppenet amâ dte éun drbac chanç.

**RICHARD.**

Piou zo gant aze ? Lavarit dhr, va bretar.

**RENOD.**

Hon éñemí, hon tad ha tud an Ampereur.

**GUICHARD.**

Nebon ne spontifomp qet evit tud ar Roue.

**MOJIS.**

Pa gomansfomp c'hoesi, e vo tom dê ive.

**EMON.**

Deut oll da gombati vit ar Roue a Franç,  
Pa meus va bugale cavet amâ dre chanç.  
Ah tud fal loidic ! poltronet inhumen !  
C'hoant oc'h eus-u da vont btemâ da volerien ,  
Ma cousqit a vagad evel-se en hentchou ?  
C'houi a zo cos en Franç da galz a valeuriou.

**RENOD.**

Ma renqomp-ni cousqet en hentchou hac er c'hoad,  
Ez ê ho crueldet zo cos da ze, va zad.  
Ma carjac'h on lezel en repos , Otrone ,  
Pa voamp en Rochefort en hor c'hastel neve ,  
Ni a vevje eno hep och importuni;  
Mes clasq a rit moyen da zont d'on distruji:  
Ha ma n'omp qet dévet en beo, bras ha bian ,  
N'en dê qet eus ho fot, me a vel se bremân .  
Setu nj chasseet ganêc'h demeus hor bro ,  
Ha laqet c'hoas an tan en creis on oll vadou ;  
Bremâ omp contraignet evel miserablet  
Da verval gant famin pe vont da glasq hor boued ;  
Ha c'hoas ne ellit qet dont d'en em gontanti ,  
Ma zoc'h continual ous or persecuti,

Emon, manret gant ar glac'har, a dro da voela.

**SALOMON A VREIZ.**

Ha c'houi a sonj, Renod, gant oc'h oll sarmoniou  
Ne renqfoc'h qet ~~neatout~~ puissanç hon armou ?

Rac c'houï n'oc'h eus james ebars en o calon,  
 Ous an nep a disquel nep sort compassion;  
 Bremâ e vezô dêc'h goerzet oc'h insolanc  
 Staga tud ar Roue en croug ous eur potanc.

## SAMSON.

Allas ! me voar erfat oc'h eus or suprenet,  
 Ez oc'h mui evidomp demeus a dud armet;  
 Hogen , me en toue, hep bea eur gaouyat ,  
 N'o po qet hor bue an anter re varc'hat ,  
 Rac me o quelo stag en croug ous eur potanc ,  
 Qent evit ma o po varnomp-ni nep puissanc.

## GALERAN.

Alòn, dir en avel, Otrone , m'o supli ,  
 Reir e chomomp amàn oute da resonî ;  
 Pa vezint qemeret ni c'haroto anê ,  
 Evit o fresanti var ar c'hoas d'ar Roue.

## MOJIS.

Na rit qet ho pompat, Galeran , qer buan ,  
 Ni a rîy dêc'h labour d'en em divertissan .  
 Tennomp hor c'hlvezeyer , va mignonet , timat ;  
 Goell ê ober abret eget a zivecat.

## RENOD.

O va Doue , va zad ! n'em dennit eus va faç :  
 Pa o quelân presant e varvân gant arach ,  
 Ha lest tud ar Roue ha ni da gombati :  
 An nep a vo'r c'hrénya a c'hono'r barti.

## EMON.

Renod , parlant a rit just evel eur poltron ;  
 Mar lest o qemeret o po confusion.  
 Alòn , va mignonet , mar deus hini am c'har ,  
 Laqit e adversour prontamant d'an douar ;  
 Me a ya da gomanç bianât ar vanden :  
 Setu ar C'homt Samson e ben var an dachen .  
Gicar a ra e ben da Samson.

## RENOD.

Oh ! tad dinaturet ! vaillanta den am boa  
 Oc'h eus lazet dîn-me; birviqen ne rân joa.  
 Penevert, m'en toue, ofanci va Doue,  
 Me rafe dech' ive ar pareil ep dale.  
 Evidoc'h, mar gallân, n'o pezo drong abet;  
 Hogen me zavo darn demeus ho mignonet.

RIPUS.

Laza ra Henori.

Redoublomp hor furor me o ped, Otrone,  
 Lazet ê Henori, mignon bras ar Roue.  
 Pa n'o divije grêt qen bugale Emon,  
 E veritont certen cavet punission.

ISAKAR.

Evit ar C'homt Samson hac e Chevalieryen  
 A yêlo deus eun tu da zec'ha o c'hoc'h'en :  
 Me meus unan ive da gresqi ar barti.

IDELON.

Laza ra eun Ecuier.

Ha me am bo eun all ive qercoulz ha c'houi.

RENOD.

Maleur demp, va breudeur, setu lazet hon tud;  
 N'o deus true ouzomp muiget ous loenet mud.

ALARD.

Oh va breur qèz Renod ! pignit var gein Boyard,  
 Neuze rôfoc'h facil démp-ni an arier-gard,  
 Ha ni réyo moyen ive da reculi ;  
 Ar vech-mâ em eus aon e vo just ar c'hoari.

Renod a zaill var Boyard, hac a ra d'e vreudeur qerzat aroc.

GALERAN.

Setu on adversourien lazet tout nemet pemp ;  
 Mar achap ar reze, e collin va sqient.

RENOD.

Grefomp, gant graç Doue, en dispit d'o paro !  
 Alòn, va mignonet, marchit oll dirazon.

Renod dre e gourach ardant a achap gant e vreudeur ha Mojis.

*UGENT ET DIALOS.***GALERAN.**

Setu achapet Mojis, Renod hac e vreudeur;  
Tachomp d'o atrap tout da gass d'an Ampereur.

**SALOMON.**

Lezomp-int en repos p'int en em zovetet;  
Avoalch eus a zomaj o deus bet recevet.

**EMON.**

Homa ê'r galonat hac ar chanç, va Doué!  
E ve ret da eun tad distruj e vugale!  
Me ar miserapla a gement zo er bed;  
Me garfe ven maro ha pel zo entéret.  
Allas! va bugale, petra rit-u bremâ?  
Setu c'houi rentet paour, dibourve a bep tra;  
Hac ar pez a ogmant mui-och-mui va anui,  
N'en dé qet permetet din dont d'o repui.

**RICHARD A NORMANDI.**

Trugareqet Doue, Emon, a galon vat;  
C'hoas ê bet ar fortun evidoc'h favorab,  
Pa n'on deus qet lazet nicun ho pugale;  
N'o pezo blam abet sur abeurs ar Roue.

**EMON.**

Ne allan qet miret da zont da scûil daerou,  
Pa velan leun ar plac eus a gorfou maro,  
Hac ar yeod tro var dro zo ruyet gant ar goad:  
Ema zo eur ranconir evidon de testabl!  
Crogit, me o suplit, er c'hotfou maro-se;  
Me a reyo archant evit pedi gante.  
Pa vezint entéret ha grêt oll an ois.  
E rimp hon dilijanç da vonet da Baris,  
Da laret d'ar Roue petra ê or beach;  
Me gred parfaitament ne vo qet contant c'hoas.

Mont a teant de Baris da tenta cont d'ar Roue eus o beach.

Ah! va c'henderv Mojis, c'houi ive, va breudeur,  
 Emàn ê ar rancontr hac ive ar malbeur  
 Zo êruet ganemp ep er bea sonjet !  
 Ar vech-mâ ez omp crenn gant hon tad minet.  
 Hac ar pes a ra demp mervel gant ar grevanç,  
 Non eus qet a chom mat e nep qartier en Frang.

## GUICHARD.

Arabat ê; va breur, col courach evit se ;  
 Ret ê soufr an anui coulz ha prosperite.  
 An nep a deu da heuill al lezen militer  
 Zo hirio triomphant ha varchoas prizonier.  
 Mar qerit va c'hredi, demp da frest Arden,  
 Eno e vezimp quit eus hon adversbourien ;  
 E cavimp da zebri calz a louzou sovaj ,  
 Da grénvat hor c'halon ha da rei demp soulaj.  
 Ha neuze var or, pouez e c'halfomp conferi  
 Var pe zu ec'h ayomp vit en em repui.

## RENOD.

Ra vezo beniget ar momant hac an heur  
 Ma zoc'h-u bet ganet var ar bed-mâ, va breur!  
 Ouspen ma zoc'h eun den courajus ha vaillant,  
 E roit demp conseil hac a zo excelant.  
 Demp eta er forest d'en em rasazia  
 Eus a c'hriou louzou pa na gavomp qen tra.

*Antre a reont er forest.*

*UNAN-VARNUGENTVET DIALOG.*

CHARLAMAGN en e bales, hac e suit, a lavar:  
 Me a gare gouzout hac an Duc a Emon  
 En devezo clasqet mat an occasion  
 Da gavet e vibien ha livra dê combat?  
 Mar gel o c'hemeret, e reî eun dra d'am grat.

Sire, me vel Emon hac e Chevalieryen  
Ha n'o deus qet gante eus a brizonerien.

CHARLAMAGN.

Petra oc'h eus-u grêt? larit din, va zud quer.

EMON.

Eun dra ar c'hruella a vouijen da ober.

CHARLAMAGN.

Larit en ber gomzou petra oc'h eus bet grêt;  
Regretant oc'h dija er féçon ma comzet.

EMON.

Mont a rejomp, Sire, dre ho permission,  
A siej Rochefort entreze ha Dordon;  
Pa voemp prest da antren en forest bras Arden,  
Ni a gavas Renod hac e Chevalieryen,  
Hac int rentet quer squis qe na voant oll coussqet  
En qichén eur feunteun hac int oll disarmet;  
Ha ni sailla varne evel chass arajet,  
En esper, ep combat, donet d'o c'hemeret.  
Ma comanças neuze qen terrubl ar melle,  
Ma eus lazet nombr bras a dud a bep coste;  
Hac evit, Ampereur, parlant en abreje,  
Nen deus chomet den beo a dud va bugale  
Nemête ha Mojis pere zo achapet:  
Birviqen ne alfomp donet d'o c'hemeret.

CHARLAMAGN.

Da eun all, Duc Emon, ê déc'h conta fablou;  
Manifiq ec'h ouzoch ober almanagou.  
Oll dud ho pugale, a larit, zo lazet?  
Hac int, ne allêc'h qet donet d'o c'hemeret?  
Ja, cos afrontes! me lavar hep respet,  
Ma vijac'h bet fidel en ho comission,  
E voant prizonerien hirio em bastillon.

## EMON.

Ha c'houï certifie ar pez a leveret,  
 Em be va bugale tout expres espernet?  
 Mar lavar qementse an neb a voa presant,  
 Me en treujo dioustu gant va c'hlez sanglant.  
 Ne dalfe qet, Sire, fatal dêc'h ar c'hartou,  
 Mui a scouarn a roit da galz a voal deodou,  
 Da eul lot poltronet a zo en ho pales,  
 Eget d'an nep o deus exposet alies  
 O c'horf hac o madou ebars en ho servich:  
 Me lar dêc'h guirione hep ober couardis.  
 Ouspen ze a larin : pel zo meus clêvet mad  
 Ne ve nep avantaj e servich tud ingrat.  
 Me meus, en ho reqet, banisset va mibien,  
 Ha tretet aneze just evel bistirdien,  
 Ha grêt va oll efort evit o c'hemeret,  
 Ha c'hoas e lavarit em eus-int espernet!  
 Ret vo ober moyen ma vo guir ho comzou,  
 Rac me a zo reproch ha mez an oll dâdou.

Fraillet e galon gant an indignation, e lavar d'ar Roue.  
 Ya, ma trofe'm pen, quer buan hac eur grec'h,  
 Birviqen davantach ne rentfen servich dêc'h.

CHARLAMAGN.                                    Hac e ya quit.

Me gred ez ê fachet an ancien Emon.

## OJER-DANOA.

Bet assur, va Roue, n'en dê qet ep rôzon.  
 N'en deus qet espernet assur e vugale:  
 Ni a voa oll presant ha testou eus a ze.  
 Hac e vijach ganemp, daouest petra' leret,  
 Na rajac'h qet ouspen evit on eus-ni grêt.

## NÊM.

Evit se, va Roue, neus qet sur a rôzon  
 Da zont en nep fêçon da reî blam da Emon:  
 Bea ê den d'e c'hir, a ze me en assur;

Birviqen ne garre doxt da vea parjur.

CHARLAMAGN.

Me gred ne chomo qet Emon pel en coler;  
Retornomp d'ar pales, me o ped, va zud qer,  
Evit ma tisquisfoc'h, tac me gred och fatiq,  
O clasq tenna venjanç deus a bemp leuidic.

Autre a recont tout er pales.

*DAOU-PARNUGENTVET DIALOG.*

AR PÊVAR MAB EMON HA MOJIS.

RENOD.

Entenlit, va breudeur ha c'houi ive, Mojis,  
Pa deuân da sonjal e fel din detesti.  
Penos ! ni a zo tud eus an noplâ ligne  
A gement zo en Franç, an oll dud a voar-se,  
Hac è ret demp bremâ beva ebars er c'hoat  
Evel loenet sovaj ! ô fortun detestabl !  
Pa deqân da zonjal en nombr bras a zanye  
A zeu da bossedi va zad en e zuche,  
Hac er baourente vras ma omp bremâ rentet,  
E fel din araji, ha nê qet ep sujet.  
Setu qer du ha glaou hor c'big hac hor c'hrac'henn,  
Gant an nerz eus an eol ha gant an amzer yen;  
Breinet hon oll dillat, merglet hon oll arinouz  
Evel loenet sovaj leun a vleco hor c'horfou.  
En eur gir, n'on eus qui ar form demeus a dud,  
Evelloc'h omp bremâ demeus a loened mud.  
Mar boamp-ni bet goechal tud carget a gourach,  
Omp remtet er vech-mâ tud diegus ha lach,  
Pa omp chomet da zoulr paourente deiz ha nos,  
Ha lezet hon enemi re ebars en repos.

ALARD.

Biscoas ne vœ daou zap eonform a zantimant  
Evel ma, gamp on daou, an drase so patant.

Ne

Ne dalfé qet e mac'h, goet sôvezet voan ganêch,  
 Mes rac aon d'o facha, mè ne laren git dêc'h.  
 Poent ê demp laqat urz ebars en hon afer ;  
 Reir e chomomp amân da zoufr poan ha miser ;  
 Rac setu ni rentet en eur sort aparail,  
 N'en dömp qet en etat da rei da zen batâil.  
 Poan ha fatiq on eus o tont d'en em zouten,  
 N'on eus arm mat abet evit en em difen.  
 Ne gredan qet ve den a garfe demp nep mat,  
 Nemet hor mamic paour, onnes so eur vreg vat ;  
 Hac emeus esperanç ma hafemp he bete,  
 Pa velfe ac'hanomp er seurt necessite,  
 E rofe demp archant demeus he zenzoryou,  
 Neuse ec'h alfemp mont hardi da redet bro.  
 Mar domp rentet bremâ gant fortun miserabl,  
 E tisfe alafin bea demp favorabl.

## RENOD.

En assuranc, Alard, ho conseil a bliij din ;  
 Ret ê ober moyen prest d'e exécuti.  
 Demp-ni bete hor mam, me o ped, va breudeur,  
 Me gred e devezo true ous hor maleur ;  
 Cri e ve he c'halon certen ma na voelfe  
 O velet ac'hanomp en sort extrêmeite.

## MOZIS.

Mar dit bete ho mam bremâ va chendervs,  
 Me a yelo ive da gavet va hini ;  
 Hac a rei pourveanç demeus a dud armes,  
 Rac vit aour nat arc'hatit din-me na vanqo qet ;  
 Hac a zeyu da Ordou d'en em joigni ganêch ;  
 Birviqen ne vanqlin da vea fidet dêc'h.

## RICHARD.

It eta, va c'hender, me o supli ive,  
 Mes deuit prest da Zordou d'or c'havet ep dale.

Q

*TRI-VARNUGENTVET DIALOG.*

AN DUC HAC AN DUQES EMON.

EMON.

Bonjour, va fried quer, éru on c'hoas er gêr.  
AN DUQES.M'em boa dezir a ze pel a zo a amzer;  
Lavarit din eun dra var sujet hoc'h arme;  
Ha c'houi oc'h eus ive guelet hor bugale?

EMON.

Ia, meus goelet aneze, va Itron,  
 Hogen re alies, siouas gant va c'halon!  
 Hor bugale, m'en tou, a rôyo din ep mar  
 Qent evit pel amzer disqen bars en douar.  
 Ren em gavis e Paris e laras ar Roue  
 E ranqjen combati enep va bugale.  
 Er prometi a ris, ne gredis qet refus,  
 Dindan boan da veza tamalet ha cablus.  
 Entre rivier ar Meuz ha forest bras Arden  
 Q devoa batisset eur c'hastel hor mibien;  
 Pa érujomp eno e voe assiejet  
 Ha grêt an oll efort evit o c'hemeret.  
 Pa n'allemp o c'hemer; tud cri ha dirêson  
 A zêvas o c'hastel dre eun tol trahison;  
 Neuze hor bugale hac o c'hender Moji  
 A ranqas sortial vit en em repui.  
 Evit se ar Roue ne voa qet c'hoas contant,  
 Ma roas din ractal eno tri rejimant  
 Evit dont da Zordon assambles ganeme,  
 Da c'hout ha me alje cavet va bugale;  
 Ar fortun em enep a zo bet quer ponner  
 Ma meus bet o c'havet pa voan e tont d'ar gêr.  
 Renqd hac e viéudeur hac o c'hender Moji

O deus cavet moyen d'en em zovetei;  
 Hogen an nemorant, allas! demeus o zud  
 Zo lazet var ar plac just evel loenet mud.  
 Neuze' his da Baris da larat d'ar Roue  
 Em boa-me evelse trêtet va bugale;  
 Mes elêc'h caout grac-vat, en deus din reprocheton  
 Penos emt boa anê expres re espernet.

## AN DUQES.

Ra vezò biniget ar moment hac an heur  
 M'o ch eus recevet blam digant an Ampereur!  
 Ma carje o pea bet laqet er prison,  
 Neuze me oc'h assur e tritje va chalon,  
 Larit din eun neubeut, va fried qen digar,  
 Pe c'houi zo hugunot pe c'houi a zo barbar,  
 Rac ne dê qet possUBL penos e vec'h christon,  
 Pa oc'h ger cruel-ze ous ho crouadurię.  
 Ha c'houi c'heus-u biscoas guelet den er bed-mâ  
 Nac ive enep bro oc'h ober eur seurt tra?  
 Ne dalfe qet e nac'h, crena ra va c'halon  
 Na zigasfe Doue varnoc'h punicion.

*EMON, mantret gant eur glac'har ar goassa*  
 Oh! possub ve, Emon, ha possub ve-ta c'hoas  
 E pe da resista an nerz hac ar gourach  
 Da anduri injur ha qement a c'hlac'har?  
 Me garfe bout longet en calon an douar,  
 Rac ne meus nemet blam eus a beurz ar Roue,  
 Ha mui c'hoas davantach digant va bugale;  
 Ouspen ze, va fried, elec'h va chonsoli  
 A laqa ac'hanon c'hoas da beur-araji.  
 Nan, nan, ne oufen mui soufri eur seurt injur,  
 Me ya da chasseal gant an displijadur,  
 Da c'hout ha me allo recrei va speret:  
 Me gred e trelatin ma ne gavàn remed,

## AN DUQES.

Va fried, deut d'ar gér, humblamant p'o pedan,  
EMON.

Nan, nan ; ye oc'h eus grêt ous va formalisa,  
Sortjal à ra evel eun den disperer.

## PÉVAR-VAARNUGENTVET DIATOG,

## RENOD, E VAGUDEUR HA MOVIS.

## RENOD.

Setu ni p'êm rentet bremâ tost da Dordon ;  
Ne dalfe qet e nac'h, glac'har zo em c'halon,  
Pa deuân dâ zonjal er peoc'h hac er repos  
O deus tud ar vro-mâ hac en-de hac en nos,  
Ha ni zo bugale lejitim d'eun orrou ,  
Hac a renq habita bremâ er forestou !  
Me a vel ti va zad, ar pales magnifiq,  
E têc'h m'omp bet ganet, pa voamp-ni blanic  
Mignon ha delieat gant peb contantamant ;  
Ha bremâ omp chasseet evel an zrouant.

## GUICHARD.

N'êm gonsolit, Renod, ha lejt qementse ;  
Ni disfe c'hoas eur vech possedi hon daeve.

## RENOD.

Demp, en hanô Doue hac ar Verc'hed Vari,  
Da c'houst petra a zo a pev'e en hgn siz  
Ne on qet, va biendeur, ha ni'r hec'eo mat.  
Heb hea goulenhet assurans ouz hea iqdi  
Die ma zê dêr, cruch ha fideli bras de la,  
Martese e rafé on reneg d'af Raga.

## ALARD.

Nebon n'a p'ezis qet, Renod, ar east gredon.  
Rac nen deg'et ya zad eun den qeniphuan  
Da zont d'ar maluelli i msa qensise e soñje.

P'or guelo deut d'ar gér, en devo calz a jog.  
Mont a reont da dal o zi. En instant daou yourc'his a zell entw.

### AR C'HENTA BOURC'HIS.

Petra é ar remâ? larit din, va mignon;  
Biscoas eur sort trubuil n'en deus bet em c'halon  
Evel am eus bremâ pa meus-int rancontret:  
Me gred ez int monstrou, p'otramant sovajet.

### AN EIL BOURC'HIS.

Biscoas, mac o'la assur, ne velis ar sort tud;  
Be o deus aparanc demeus a loened mud.  
Me gred parfetamant pénos ez int monstrou:  
Na chomomp mui amâ, hastomp hor c'hamejou.  
A daou yourc'his a gers quit, ha bugale zmon a chom et al au noz.

### AN DUQES EMON.

Ne gredâñ qes e ve merch'h o tougen bue  
E deus lec'h da voela assur qement ha me.  
Me am b'pa pêvar mab vâhant ha redoutet,  
Brava Chevalierien a vouijet da vélet,  
Hac ez e fortun en e enep quer ponner,  
Ma zint ganc e zad propr hanisset eus ar gér;  
Ha bremâ e vevont evel disertourien:  
N'en deus den e vro-mâ a rofe dé souten.  
Hac e zad a zo êt gant an displijadur  
Evel eun den follet da glasq e avantur;  
Ma zon abandonet bremâ gant tad ha mab,  
Ha lezet va-nan en eur stat pitoyab,  
Me ya d'am c'habinet da bedr va Zalver  
Da zont da gemeret true ous va mizer.

### AN DUQES d'e bugale, ep o abaveout.

O Doue, va zud paour! petore tud o'ch-u;  
Ma velâñ ac'hanoch qen diform ha qen du?  
Pe c'houï zo paynet pe c'houï zo chrisienien?  
Me gred och eus ezom demeus an aluzen.  
May dogob tud esomac, laris ar virionc,

Ha me o siccouro bâlamour da Zoue,  
 Evit ma qemero true eus va mibien,  
 Ha ma vint preservet eus o adversourien.  
 Possubl ve, va Doue, ne vé qet c'hoas d'o crat  
 Euellen qent mervel eur vech va fêvar mab!  
 Me garfe o gûelet elec'h medi'r rema,  
 Ia, pa goustfe din qement meus er bed-mâ.

Renod, qazi semplet, en em atring da zaoulin e vam hac e coach  
 e vizach en he robe. Aa Duqes, o ves anaveet he mab, beuzet en  
 he daelou, a losq eur griaden, a zaill gantâ hac a lavar :

Ah! Renod, m'och ano bremâ evit va mab,  
 Diouz ar gleyzen vian zo e tal ho lagad.

Allas! va mab Renod, pa velech' va hirvoud,  
 Perac na rec'h din-me prest oc'h 'anaveout?

Otrou Doue, va mab, pelêc'h emair genet  
 Demeus ho pizach caer, bremâ quer diiformet?  
 C'houi voa eur chrouadur quer coant ha quer divlam  
 A gement voe er bed biscoas ganet gant mam.  
 Mes me vel en qichen ive va zri mab all:  
 Ar goad em goaziet a gomanç da finvoal  
 Gant ar gompassion ous va inoçantet,  
 P'o goelân em c'hichen hac int quer paour rentet.  
 Mes meulet ra vo Doue hac ar Verc'hes Vari,  
 Me ya d'o ambrassi a hinî da hini.

Poqat a radé tout  
 Me roy déch' abijou, arc'hant, chevanç hac aour,  
 D'ober déch' chench fêcon, pa oc'h rentet quer paour.

#### RENOD.

Me voar erfat, va mam, et'h allit deplori;  
 Ni on eus lech' ive da ober coulz ha c'houï;  
 Raç aboe ma voeljomp ac'hanoc'h divean,  
 Ni on'eus anduret calz a fatiq ha poan.

#### AN DUQES.

Mes petra ta zo cos ma zoc'h quer paour rentet?

## RENOD.

Ato hon tad en eus en antier on ruinet,  
 En deus lazet hon tud ep excepti hini,  
 Ha qercouiz, mar galje, en devoa grêt demp-ni,  
 Ma omp bet pel amzer o veva er c'hoajou,  
 Ep debri brusunen nemet griou louzou.  
 Alafin gouscoude on eus deliberet  
 Donet oll assambles, va mam baour, d'o cavet,  
 Evit o suplia da gaout ouzomp true,  
 Ha da rei demp eun dra da hasten hor bue.

## AN DUQES.

Azeit prest ous tol, va fêvar c'hrouadur;  
 Ranna ra va c'halon gant an displijadur,  
 Pa zonjân en furor an Duc Emon ho tad,  
 N'en deus compassion na true ous e voad.  
 Montareontous tol. Secretour an Duques a antre, hac hia lavar deâns  
 Clêvit, va Secretour, digassit peadra  
 D'an dud-mâ, dilijant, m'o devo da leina.

## AR SECRETOUR.

Itron, pa gomandit, me a yêlo timat.  
 Me zento sur ouzoc'h demeus a galon vat:  
 Grit déze dijuni bepret va itron gér,  
 Ha me breparo lein ep dale pell amzer.  
 Sortial a ra; eun neubent goude ec'h antre gant frico, hac e lavar:  
 Torit oc'h apetit. Otrone, p'o pedâñ,  
 Rac terrupl oc'h eus naon, sur erve a velâñ.  
 Debri a reont evel tud afamet.

## PEMP-VARNUGENTVET DIALOG.

AN DUC EMON o zurpren ous tol, hac a lavar:  
 Lavarit dîn, Itron, pe seurt tud ar reze.

## AN DUQES.

Ato va bugale, va fried, hac ho re,  
 Oc'h eus bët chasseet evel loenet sovach,

A renq beva bremâ ébats er c'hoajou bras;  
A zo deut d'am c'havet en e nécessitez;  
Rac-se, va fried qer, me reget evite  
Ma scaufroc'h arrete eun bos en ti o zad,  
Hac e sortifont quis var ar c'hoas m'intia mat.

EMON.

Gloutonet execrabi! erve a zéblant d'hi,  
Ne dalet qet ar boan da zont doc'h etranghi,  
Pa oc'h d'ar baouante qémentse reduiset,  
N'ousen qet o c'henvel sur meties cos gêzec.

RENOD.

Choui oc'h eus tor, va zad, ouis on henvel geuzet;  
Mar carja'h en lezel er c'haatef or boz grêt,  
Ni a vevje eno ep oc'h importuni;  
Er c'homtre : sieoutes oc'h eus d'en distruj,  
Ha neuze p'or c'hefjoc'h étaf forest Arden,  
E lazjoc'h en antier hon olt chevalieryen.  
Ha bremâ oc'h fachet p'or guelit en ho ti?  
Ha c'hoas n'en doc'h qet squis ous or persecuti?  
Hogen p'oc'h eus ouzomp qément a gassoni,  
Troc'hit demp hor pennou evit o contanu,  
Hac e vezoc'h neuze miglion d'an Amperieur:  
Grêt oc'h eus peoc'h gantau evit clasq' hor maleur.

EMON.

Ho comzou insolant a deu re d'am choqi:  
It quit dirac va faç ep pelloch aréti.

AELARD.

Pa n'oc'h eus qet a c'hoant d'or guelet en ho ti,  
Roit demp eun dra benac evit or zoulaji,  
Ha me a bromet déch ha va breudeur ha me,  
Ni a yelo en hent sur varc'hoas ar beure.

EMON.

Adieu ta, laouleyen, coll a rit ar résou';  
Me zo re güs bremâ da obet trahison'.

Pa

Pa mens renoncer déch en presanc at Roue,  
Birviqen, grêt an tol, n'o po mann digane.

## RENOË.

Qen a vo da viqen. Gerten ne vouien qet  
E voac'h quer cruel den, va zad, en hon andretz  
Mes bremâ gouscoude e velân scler erfat  
Penos e veritit bout hanvet tad ingrat.  
Me zonje suramant, ha va breudeur ha me,  
Pa vijemp en ho ti bea en sûrete;  
E tenjac'h d'on receo dre amour paternel,  
Hac e tent d'or chasseal dre gassoni mortel!  
Ha rac m'on ens venjet maro Beavet, ho preur,  
Och eus quer bras désir da enelasq hör maleur!  
Sonjat erfat, va zad, n'en domp qet tud poltron,  
Hogen Chevaliéryen pere o deus caloh,  
Hac e fel demp souten interest hon ligne.  
Hogen mar dê ret demp meravel gant paourente,  
Sortiomp, va breudeur, ha demp da dal ar potz,  
Hac eno gant famin ni zeuy da grial foiz,  
Ma varvfomp gant an naon e qichen tî hon'tad:  
Qementse né vo qet deani goel enorabl.  
Alon, va breudeur paour, bervi a ra va goad:  
Coulz è meravel abred evel a ziveat.

Tenpa, tu e glaze avei eun dea fuorec.

## GUICHARD.

Allas!..va breur Renôd, balzmour da, Zone  
N'en em dransportit qet en coler qementse,  
Ispicialamant a enep hon tad qér,  
Za hor miestr, hon trou, am draze a zo scler,  
Ha gant peb liberte è permetet dean  
Dont da lavarat demp ar pez a bli gantân.  
Mar dê en hon andret cruel ha violante,  
Bezomp en e gichen bepret oboissant;  
Menq; D'one hac ar bed et e hondaconfe coupab.

R

Ma teufemp da laqat hon daouarn var hon tad.

RENOD.

Ne allàn qet, va breur, miret da araji,  
 Pa velàn n'ep a dle donet d'or menteni.  
 A zo ar c'hruella ebars en hon andret;  
 Me voerzo deàn ze, mar dòn christen ganet.  
 Ja, tad dinatur! mar gallàn sortial  
 Eur vech ermes ho ti, o po lec'h da damal.  
 Me laqay ar ravaj var och oll douarou.  
 A grougo ho quisien partout dre an hentchou,  
 M'o po sujet eur vech da laret d'ar Roue  
 En on disanaveit evit ho pugale.  
 xmon a losq huanadou eus a boul e galon, o selllet ous an én.

EMON.

Oh! peger miserabl, va Doue, n'ema gavàn,  
 Pa na bermetit qet dìn dont da jouissàn  
 Demeus an heritaj oc'h eus-u bet roet  
 Dre heuret Jejum dìn-me ha d'am pried!  
 Ne allàn qet e nac'h davantach, va mibien,  
 Biscoas var ar bed-màn ne voe Chevalieryen.  
 Qer jenerus ha c'houi; domaj bras ê han de  
 Grêt eur vech ar peoc'h ganec'h hac ar Roue.  
 Me voar erfat, Renod, penos oc'h eus ar guir,  
 Ha mea meus ar gaou, pa on bet qer facil  
 D'o renonç qer buan en presanç ar Rôue:  
 Calz a regret a voa em c'halon goude ze.  
 Mes pa meus grêt sermant e rângan en denc'hel,  
 Pe bea repuget traitour hac infidel;  
 Ha ne vec'h qet contant survoalc'h, va bugale,  
 Penos em be reproch eus abeurs ar Roue.  
 Anfin, ievit miret na vimp qet tamallet  
 Demeus a bêp coste, me ro déch, va fried,  
 Bremâ comission evit rei d'am mibien  
 Cheyanq, aour hac archant, èrve o gong'hemenn

Me meusse bannisset, hogen c'houi noc'h-eus qet,  
Rac-se roit dêze ar pez vo n'o souet

RICHARD.

Evit bremâ, va zad, e comzit en termen  
A eun tad naturel ous e grouadurien.  
Ni o trugareca humblamant assambles,  
Pa ê ho polonte cavet ar vadeles  
Permeti gant hor mam rei eun dra a chevanc  
Evit ma hayomp c'hoas eun tu da glasq hor chang.

EMON.

Adieu, va bugale, qen a vo eur vech all;  
Me a ya var va c'his are da chasseal.

RENOD.

Va fardonit, va zad, me o ped humblamant,  
Rac ma meus bet comzet ouzoc'h qer sufisant.

EMON.

Fortun vad dêc'h, Renod, ha dêc'h, va bugale!  
Ah! perac ne qet grêt ho peoc'h gant ar Roue!

AN DUQES.

Deut ganén, va mibien, ebars em c'habinet,  
Ma chanjin dêc'h fécon, ma voc'h rafrechisset,  
Me o laqai qer brao sur va bugale gès,  
Ma c'halfoc'h mont hardi e pep compagnuez.

Sorrial a reont.

FIN EUS AN DRIVET ACT.

## PÊVARVET PROLOG.

ASSAMBLE énorabl, vertuus ha discret,  
P'o quelân oc'h exerç c'hoas ho paciantet;  
Evit chom d'or zelaou, me a zisclêryo dêc'h  
Ar pêvarvet Prolog qent mont divar al lec'h.  
P'oa n'em rafrechisset ar pêvar mab Emon,

E hejont eni Gastogn' bote ar Roue Yon,  
 Evit ober deàn oft demeus o servich :  
 Yon o recevas ep ober couardis.  
 Bras e voe ar servich a réntjont da Yon,  
 Rac ar Sarazinet a chasjont a Voûrgogn ;  
 Hac evit récompâché eus o satiq ha pdan,  
 E roas dê Yon castel caer Montoban.  
 Pa voent en Montoban, Renod hac e vreudeur,  
 E rejont sur eun drô subtîl d'an Ampereur :  
 Mont a eure Renod ha Mojis da Baris,  
 Da gerc'hat curûnen ar Roue ha pen al lis.  
 Pa glêvas Charlamagn e voa mibien Emon  
 En em refajet en douar ar Gascogn ;  
 E teus gapt e armé dilijant ha buan,  
 Da assiej' anê en castel Montoban.  
 Pa ne allët drô néra ous bugale Emon,  
 E cassas Charlamagn bête ar Roue Yon.  
 Da rei an opçion deàn eus a zaou dras  
 Renta deàn anê p'otramant perissa.  
 Setù ar Roue Yon var gementé troublet ;  
 Ne vuit vat be dd' Erali e speret.  
 Alafin e promet d'ar Roué eis a Franç  
 Renta mibien Emon d'andam e buissang.  
 O ! pebes trabison sanglant hys inhame  
 Voe neusa préparet vit hor Choralioren !  
 Casset e voent gant Yon, da eur plac disarm clos ;  
 Eléc'h moa daou chant den coacheut ous o gortos.  
 Eno vœ eur gombai disengal ha dispar :  
 Rac estranj voa guelet daou chant den ous pêvar ;  
 E rejont ar voyen da recour o bue.  
 Pa velas Charlamagn, clat gant st falout,  
 E voa n'em achape e bavar enemi.  
 E qassas da gerc'hat an traitour fall Yon,  
 Evit bea crougot var Jeia magne, Fosses,  
 Mes Renod jeneras, Mojis hac e vreudeur,  
 En em opas preste da dud an Ampereur,  
 A lamas digapte ar Roue fall Xon,  
 A gasset da gruge ce e gonfucion.

Renod a vos den mad, an drase zo hanet,  
 Bepret clec'h an droug én a rente ar mad;  
 Biscoas Chévalieryen n'en deus bet en bua  
 A vérito bea meulst mhi evite.  
 Setu darn or sujet amàn, Oditoret:  
 C'houi er guelo embier amploy'bri représentet;  
 Rac né meus qet a c'hoast da ziscléry pen-dabem;  
 Amàn a boent a boent buo'r Chevalieryen.  
 Excuzit ac'hanon, me o ped dre ho craç;  
 Ret è din disquiza qent avanç davantach.

## ACT IV.

Q E N T A D I A L O G .

AR ROUE YON hac e suit.

YON.

Mé è ar Roue Yon, souveren en Gascogn,  
 A hel c'hoas pretanti da gurunen Pologn;  
 Zo em Rouantelez qériou ha gestel crén,  
 Mes sicour a vanq din dà zifin anezz.  
 Ar c'henta zo Bourdel, Toulous ha Montpellier,  
 Tarascon bras Arles, Sant Jiles ha Sant Glér;  
 Mes petra dal din me bea eun Roue nobl,  
 Ha bea elevet en grandeur gant ar bopl.  
 Mar bean chasseet eus va Rouantelez  
 Gant ar Sarazinet, an dud fal didalvez?  
 Otrone va chonsacil, déch oll en em glémán.  
 Deus ar fallagries a zo din gréi bremán.  
 Gant ar Sarazin bras Bourgogn, an den mechant,  
 En deus sonj er vech-mâ d'am laqat da fenant;  
 A zo deut em Gascogn gant eun arme ponner;  
 Distruijet è gant'an Toulous ha Montpellier;  
 Ha c'hoas em eus clévet e tle hep tardi pel,  
 Dont d'am assicji d'ar ger eus a Vourdel.

Mar carant n'em renta da Vourgogn tributer,  
Em lêzo éti repos evit eun tam amzer.  
Me a c'houlen' avis diouzoch', va zud qer,  
Da c'hort petra a rìn en hevelep afer.

## AR CHOMT GODEFROA:

Nousen qet, va cont, rei a voel avis déch',  
Eget e receo mat, mes hoc'h arme ganêch';  
Ha mar deu da Vourdell vit e assieji,  
E vo ret demp buan donet d'en em armi,  
Dix fortifia qer, sevel tud ha bétail;  
Goell ec'h allimp neuze livra deàn batail:  
Qercoutz è demp mervel en eur-difen-hor bro,  
Evel dont da vreina ebars er prisoniou.

## AR CHOMT ANTON.

Me gafe e ve mat, erve va ompinion,  
Dont da ober trever ha treti gant Bourgogn,  
Compta deàn eut sóir evit monet d'e vro,  
Ha né ravajo qet davantaj hor c'hériou;  
Rac pa omp suprenet, ne dal qet demp sonjal  
Ac'hanoomp on-unan donet d'er chasséal:  
Qent mac'h oufemp cavet sicour d'or secondi,  
E vo leqet Gascogn dre bartout da zévi.

## AR CHOMT DANIJOU.

Ha me pareillamant à lar ar memes tra:  
Ar berra e ve demp dont d'ar dréti gantà;  
Rac choui a voar erfat ma teufe eun arme  
Eur vech-all da Vourdell, certen en ruine.  
An draze a ouzomp ac'hanoomp hon-unan;  
Pa zeomp el lec'h-all, e reomp ar goassan.  
Mes int ne respectont na commun na noblanc:  
Oll e pillont ané ep nep tam preferanç.  
Gout à rit, coulz ha me; penos int oll payen.  
Ne réont nep quartier evit ar gristenien:  
Bete an Ilizou à jaqayont en tan,

Mar deu ar bayanet eur vech c'hoas er vro-mâne.

**MONBANDEL.**

Va avis, Comt Danjou, zo control d'oc'h'ini,  
Ha mez am eus i've sur o consideri  
Peger lach ez oc'h'u bars en .ocazion!  
Disquel a ri eifat ez oc'h tud digalon.  
Penos, lavarit din amâ, poltronet fal,  
Ha ne gafach-u qet e ve lech d'o tamal  
Conseilli ar Roue da dreti gant Bourgogn?  
Qementse a ve demp mez ha confusion.  
Sire, Roue Yon, heuillit avis ho ni,  
Ha ni a repousso assur an enemi.

**HECTOR.**

Assurit, Monbandel, c'houi lar ar virione,  
Ha leun och a gourach ha jenerosite;  
Mar en em sicouomp evel ma è dleet,  
Nen eus qet a afer da zouja payanet:  
Ni roy dê ar chasse mar tosteont d'or bro,  
En drouc-dispit dêze ha d'o oll doueou.  
Da betra e lezfemp hor bara gant re-all,  
Pa ellomp en disen evel tud cordial?

**AR C'HUNTA PAJ.**

Sire Roue Yon, an dra-ze a ve mad:  
Mar collomp gant Bourgogn c'reyo e bompat;  
Ha disgas var hor c'hein continuelamant  
Nombr bras a druajou on rente langissant  
Ha paour en hor bue, ha c'hoas sujet deân;  
Mar en em zicouomp ni resisto outan.

**AN EIL PAJ.**

C'houi a gomz manifiq, camarad, en termen;  
Hogen me o supli da zonet da gompreñ;  
Mar en deus va Roué pêet d'ar bayanet  
An tribut, an homaj, hac'en em sujedet;  
Ha bremâ n'en deu qet da beur-eserçui,

Zéan cession ma teuer d'on ataqi.

YON.

O Doue, va Chrouer ! m'o ped va sicouret ;  
 Biscoas qement a boan ne voe var va speret  
 Evel a zo bremâ ebars en heur obresant,  
 O clêvet-gel lies demeus a santimant  
 O deveus tud va lez var sujet va afer :  
 Ne on qet on issu tha-ni-or bo quartier.  
 Nen dê qet nep a zo muia en dignite  
 Zo muia disoutui, me a vel bremâ se.  
 Seul vrassoch éat garg an deus au denierbed,  
 Seul vuioch a soucina zo varoe spépat.  
 Demp oll d'ar Gambio-Conseil, Otrone, p'o pedan,  
 Ma conserimp ampoloch touchant an hafest.  
 Mont, a jent ja gosfei ger an aferapu, a occupo hpet.

### E I L V E T D I A L O G .

AN DUQUES EMON-HAC-HE RÉVAB-MAB.

AN DUQUES.

Dre ar guir Brovidanç abremâ, va bugale,  
 Oc'h rentetsan heur nad, sa drugarié Doue ;  
 Ghanehamant zo lennoch ebars en berambez,  
 Ma plijo gant Jesua e chalfac'h e thom ar gér !

RENOB.

Me a garfe evit eur pintat eus et goad,  
 E ve permetes Demp e hom qer ogé gant hon tad,  
 Ha chom pareillament ganec'h u, hor mam ger !  
 Mes païs e ar fôrum en, hon e sep qer poñer,  
 Preparemp, va broudeur, mont adare an hheat,  
 Da glassq; oñ avantur en hanet Roue ar Zent !  
 Ar SECRETQUR.

Gant ho permission, va goutres ouar Iman,

E lavant en d'au zo en opinon.  
 Beza am eus desir, ia, mar be d'o crat,  
 Ha gant permission i've ho pevar mab.  
 Mont gante tre at vro da ober eur bale.  
 Petubi e ven content da yonet d'an arme.  
 Renod hac e vrendeur a zo ger jesus.  
 Ma ven gante i've me a ve evurs.  
 Ma ve ho mat delez accepti va zervich.  
 Ne deusen birviq'en da ober couardis.  
 Da expos evite va chorf ha va bue,  
 Evit sei de sicour en o necessite.

## AN DUQES.

Mat oc'h eus bolonie da vont gant va mibien,  
 Assur, va mignon ger, n'oc'h ampechin bren.

## ALARD.

Ha ni a zo i've content bras-d'e gayet :  
 Ezom ot bo meimes demeus a dud armes,

## RENOD.

Arça etat, hör mam, ni a ya d'o quittat ;  
 Ni o trugareca demeus a galon vat  
 Demeus ar vadelez q'ch eus evidomp bes :  
 Par sonjoc n'neubesta ni deuy choas d'o qolet.

## AN DUQES.

Adieu, va bugale, gant calz a huanad ;  
 Birviq'en me meus aon n'o qoel va daoulagad.  
 Petra e dal din-me bout maget bugale,  
 Allai ! pa ne allont chom ef ger ganeme ?

## GUICHARD.

Bremia, va breudeur ger, ma ve èru Mojis,  
 Ech, affemp monst aic hardi da boumeni.  
 Mes me er gael o tont d'ar choufz ha d'an amzer.  
 Ma comzemp aineda : sur ez e sinper.  
 MOJIS a autre gante illos Leuis, Nonon ha Regnier, hac e lavas.  
 Bonjose, va chendervi; torrobi ar chanchamant

Aboe m'en em voeljomp divea certepamant.

Pa voamp-ni en Arden, me a gred sur-avoalch'

E voa ar baouente gourveet var hor yalc'h.

Me a meus digasset daou Ecuier ganen.

Certeñ daou zen vaillant, mat deus e pep contre

### RENO.

Arça eta, Mojis, pa omp en em gavet.

Ebars en ber gomzou m'o ped deliberec.

E pe bro ec'h ellomp da exerc hon armou.

Rac savet eus couraj ebars hor c'halonon.

### FOSSON.

En em zaludi a redout.

Salud, Chevalieryen vaillant ha redoutet,

Ni zo deut gant hor mestr assambles d'o cavet.

Evit douz d'o sicour a galon vat ha pront.

Ni a voa tud-jentil gant an Duc Egremont.

### RÉGNIER.

Ia, p'on: eus elevet gant ho qender Moji.

Comz eus hō vaillantis, ez omp deut qen hardi.

Gant eur gourach, ardant, ep ober conardis.

Evit obek off dec'h demeus hon oll zervich.

### MOJIS.

Demp' Buaf d'ar Gascogn bete ar Roue Yon.

A zo terrubl poaniet gant ar Roue Bourgogn.

Mar deu ar Roue Yon joaus d'on accepti.

Ni rey, dean sicour da vont d'e enemi.

Hogen mar on fetus en respect Charlamagn.

Ni yol bete Bourgogn ep ober tam bargagna.

Ennes un recovo ep tavez nep soupçon.

Balamour ma omp tud hac o'deveus calon.

RENO a bign var boyard has a lavar.

Ne voekjac'h qet, Mojis, lavaret biqen goell.

Racise, va mignonet, qerzomp ta da Vourdel.

Da zaludi Yon qent ma vo fin an de.

Ha da off hor zervich neuze ue Vajete.

Cest si gaudib[us] si gaudib[us] si gaudib[us]

**TRISTET. Des que l'ouïent oïr**

**Ar Pêvar Mab Emon ha Moris.**

**RICHARD.**

Eru òmp èr vech-mâ, va breudeur, en Bourdel;  
Pourveomp lojeis, n'oufemp qet obesvel; Hac ec'h alfomp monet var arc'hoas jar beurd.  
Da renta hor respect humblamant d'ar Roue.

**GODEFROA.**

Salud, Chevalieryen, demeus a vouir galon,  
C'hoant ameus da o'houlen, gant ho permission.  
Pa' zoch deut d'ar vro-mâ, petra è ar sujet,  
C'houi a zo brava tud ameus biscoas guclerq.

**ALARD.**

Ni zo Chevalieryen nobl a extraccion,  
Hac on eus qemeret ar resolucion  
Da vonet dre ar vro eyelen da vale,  
Da glasq eur Princ benac p'ini on implijse.  
Rac-se lavarit din, me o ped, va mignoñ.  
Hac én a zo er ger ar Roue nobl Yon.

**GODEFROA.**

Ia sur, Otrone, ema en conferanc  
Balamour d'eun afer demeus a importanc a osti  
O ped paciantet.... m'er c'hléo a sortis  
Ha mar a pe desir, c'houi allo comz ouñâ.  
Tou a autre, Renod a sisen dirà Boyard evit saludi ar Roue.

**RENOUD.**

Salud, Roue Yon, Monarq bras redoutet,  
Ni zo debet d'o pro tout expres d'o cavet;  
Ar pez, me a gred din, ne gasoc'h qet esqis.  
M'en em off ha va zud da renta dêch servich;  
Ha va breudeur ha me ha va oll zoudardet;  
A zo en ho servich, Sire, pa desirfet;

Gant ar gondicion ne c'houlemp netras.  
 Ni neus aour hac ch'ant evit oll q fêa:  
 Ne c'houlemp neop laker, credit, Rôue Yon,  
 Nemet hea heurt en bo procession,  
 Hac e promefoc'h demp, evel Prinç sonveren,  
 E teufoc'h d'or zicour ous hon adversurien  
YON.

Deuet mat raviot er vro-mâ, Ottoqç;  
 Me a grëd ez oc'h bet inspriet gant Doss,  
 Da sonet d'or ricour eus ar Sarazinet,  
 O deveus en antier ar vro-mâ reyinet;  
 Hoges, mat plif ganec'h, lavarit din bremâ,  
 Pieu oe'h, hac a belec'h ez oc'h deut d'ar vro-mâ  
RENOD.

Mar plif ganec'h, Sife, presta din odianç,  
 Me a lavoar dêch hor fortun hac hor chanc,  
 Ni a zo hor pêvar mibien d'an Duc Emon,  
 Hac emân zo Mojis, mab an Duc Egremont,  
 Hac ar re-al anfin zo hor Ecuieryen,  
 A zo, an om reget, deut ganemp da boumpem,  
 Ar Rôte Chartamagn en deus or banisset,  
 Dre jalozzi ouzomp, ep bea meritet.  
 Non deveus qet da chom en e Rouanteles,  
 Dindan boan da vea e risq eus hor buez,  
 Hac o xlévet ar brud, demeus ho renome,  
 Ez omp deut da renta omach d'o Majeste,  
 Mar deus d'or proteji, ni a vo fidèle déch,  
 Qeit ha ma tesirfet ni a chomo ganec'h.  
YON.

Ah ! Chevalier Renod, me am, ema palez zo  
 Clévet ar repagat eus bo vaillantzen,  
 Beniget rauenz an heur hac ar momer,  
 Ma zoc'h deut diaz vro-mâ c'heui has n'mignozent  
 Ia, Chevalier, que ya se a Rous.

Me dany Rôue menestrelles de la Bretelle.

RICHARD.

Siro Rôue Yon, avoalch & qementre :  
Rac ne c'houlemp' qen digant ho Majeste.

Yon : Antreit eus pales Repres da risquitez,  
Ma refomp ar vogeo d'en em rejouissa ;  
Ha neuze vat anch'hoas me vloovo var va foiz  
Da iei dézli eun dessin eus va Rôuantelz.

P E V A R K E T . D L A Z O G .

Bourgoen, Rôue ar Sarazinet ha pemp Souldard  
a antre.

Ar Rôue Bourgoen.

Me è ar Rôue Bourgoen, vaillant ha redowet,  
Sonvesen, absolu, van ar Sarazinet ;  
Ha Monarq abastu var c'housc'h Rôuantelz,  
Am eus gous, hac anch'ant erve va bolonterz,  
Ha dre c'hrac va Dommeur Platon ha Jupiter,  
A ro din assistance ob lezen militier,  
Hac ar rôue ar cibyac de voa triomfant  
Var gement anrepris ar râu amiesanant,  
N'eus noutz et bed-mâ, in, eteo var o'hant,  
Nemiet ar grisenien mechant hac apostat,  
Zo o religiou control-fet d'auz ini ;  
Ma na geront chanz-estens, me zeny dior distrui.  
Alôn, n'ouz gouryamp, va zoudardez migouz,  
Ha ni vj, mazur-ember var bzo ar Rôue Yon  
Setu-an chaoset genemp eus a Doulouz,  
Sedet en dous, as plas genemp eprobz trouz  
N'en deus chemet gous à noutz nemet Bourdeuz  
Hogen ni an horhe ista op date pelz valentz.

Clévet oc'h que Janet pel zo ar proverb-mâne.  
 Pa ve tóm án ouarn e redifsei varneán.  
 Ni ive evelse, pa omp em gavet,  
 È zat demp reit chasse bremâ d'ar Gasconet.  
 En em unissomp oll eti shon antrepris,  
 Ma vo reduiset oll ar vrosmâ en hòr gis.

## AR CHBNTA SOUDARD.

O Roué puissant var ar Sarazinet  
 Me zo ho servicher dre garante barfets  
 Va thors ha va madou ha va chleze exqis  
 A zo sur, va Roué, ebars en ho servich:  
 Bete an heut bresant me ne meus cavet c'hoas  
 Eur plaq re zanjerus evit va fersonach;  
 Rac me deu da zonjal sur ennon va-unan  
 Ne alfe qet eun den cavet avoalch a boan  
 En servich eur Moharq qet puissant ha c'houi  
 En deveus ar pouvoar sur da récompansi  
 Nep a zeuy da repta servich d'o Majeste;  
 Hogen me bromet déch dre Phalon; va Doué  
 E teuin d'och assista en och soñ brezillou,  
 Ma vo etabliasét lezen hon Douéou.

## AN EILVET SOUDARD.

Couraj etas faire; en em zitouremp dip  
 Arabat è bezel en amzer mui da goell  
 P'on gura comancemant, ô reb continuit  
 Da laqat ar vro-mâ en tam hac en gouff.  
 Demp eta da laqat sij var Boardel,  
 Ni òr ho anez cordon ap dale ped; anez s'et  
 Hamma na gar Yon n'gar senta tricuter,  
 Ni a zeuy d'en, erren evel eur chrismunt.  
 Ia, ma pa sacrifi dirac hon Douéou,  
 E vezò diframmet ebans em quartieryou;  
 Neyzé le vint dévet, gueniet gant an avel,  
 Abalamour ma ziat d'en Doué infidet.

Demp tout en eyr bagad le vel chass ar jetz.  
 Me gred en deyezo hor queur ons ou quelet.  
 Me a bed Jupiter, Pluron haec Apolon,  
 Da rei demp assistapc da surmœsi Yon.  
 Comançomp hor beach na soudardetavaillant,  
 Gapt couraj, en hanoc Jupiter oll bussant.  
 Beomp tout pouryces aszis hac a ouaro,  
 Evit rei da Yon adreus et discopari.  
 Bourgogn haec e ddd a ya da gaout ar Roue Yon da Vouzel.  
 Bourgogn a ral e troupoli e tal quer, hac e favar.  
 Orsus, va mignoffet, bremâ et ômp rentet.  
 Et plac hac en andret m'or boa c'hellant da zonet.  
 Arêomp eunvanabent vit en em gonferi.  
 Peira on eus d'ober q'enta, lavarit diu.

### AN DABO Soudard.

Bremâ p'acomp rentet en tal bois énenti,  
 R'oomp da chate dean penos ez b'mp ati.  
 Hachomp, draittomp, l'azomp, ha leq'tomp an tan.  
 Dre lech mi menenfomp, ep exerti udan.  
 Disiomp c'eq Yon haec ar bobl eus ar vro;  
 Mochi assur e savo morehet en u' baro,  
 Neuze e vogueler an deddi a vandenniou.  
 O redes da guzat ebale er fotestou.  
 Biscoas ne veus' p'obli en hep lech quer politou.  
 Evel ma è, a deddi haec ar Roue Yon.

### De opér. Bousdon.

An avis se zo mar, epp'e n'exectut.  
 Demp eta da risquet spece deomp arr.

### Yon, Renod hac o zud. Ar Roue da Renod.

Me lavar déch, Renod, ha d'o compagnuez,  
 Darn demeus ya apui ha ya zristidigou. O

C'houi a lavar penot et oñ bet chasseet.  
 Deus ho Rouantelez hep bea tñeritèt,  
 Ha me vo, em eus adn, fve qent eur zizun :  
 Me gred ez emp os dudu brendeur a infortun.  
 Ar Sarzin Bourgogn gent nombr a bayanet  
 O deveus en antier et vro-mâ revinet ;  
 N'o deus compassion, e lech ma tremendoit,  
 Na danont, na lazont, an dud fal divergont  
 Nemet Bourdel epgen ha gement qer hor boa.  
 Nem deus manet oute da zont da zistrujat  
 Ha c'hoas e layaront, erve ameus élèvet,  
 Dogn amâ da exerç ive o ch'rueldet  
 Me garfe surmonti an dud fal-se eur vech  
 Evit an drederen eus va Rouantelez.

## RENO.

Roué nobl ha vaillant, apesit e q'now,  
 Ni r'ei c'hoas d'ec'h bea disenq' en he pro,  
 Moyenant grac Douc, va C'heuter biniget,  
 Ni zistrujo Bourgogn hac e oll condandet.

## REGNIS.

Ah ! pobl eus a Chascogn ha c'houi, Rose Yén,  
 En em rejoissit gant jor en he salou,  
 Pa è deut d'ar vro-mâ Rgnod hac e vacudeur,  
 Hac ha ch'endec Mojia, ne vint qat pel nemours  
 Dre o c'houraj ardaus e refusat voyen.  
 Da ober d'ec'h trec'hi van och adversouien.  
 Ne v'oc Chevalicryeu biscoas van an donat  
 A gement a ve bos, dese agal ma paris  
 Hogen evel biscoas na varcas an anui  
 Ar Roue Charlamagn dre eertou jatotti,  
 O credi goal deodou en deus-e bapissaet  
 Eus e Rouantelez hep rezon na sujet.

## FOSSON.

Otrone jefrus, bremâ m'er credit din,

Na

Na chomfomp davanlach am' da fesonni,  
 Mes partiomp at'hán evit rancôtr Bourgogn,  
 A laqa ar ravaj partout dre ar chanton;  
 Seulvui e vint souffret da chom ebars er vro,  
 Seulvui e refont c'hoas demeus a valeutiou.  
 Me gred ez oimp capabl bremâ do chasseal,  
 Pe ouramant o deus sicour dreist-ordinal.

**HECTOR** a autre ipouionet oli hac a lavar  
 Allas ! Roue Yon, ma na laquit remed  
 Ez oimp ar veachimâ en antiet revinet  
 Eru ar bayabéz ebars en tal Boudeil,  
 Dre'lech'h ma tremenont, an dud cri ha cruef,  
 E leqeont en tan, en goad anisleramant,  
 Blsteoas ne vde guellet edn afer qet sanglant  
 Evel o deus gret, an dud fal divalo !  
 Laqet o deus an tan en oll vinfenou !  
 Memes en febotifgou a gér eus a Voufdel :  
 Me meus aon ez oimp oll en danjet da vervel.

**YON.**  
 Demp oll d'en em armi, me o ped, Ottone,  
 Rei e ober moyen da résista toute.

**MORIS.**  
 Nu per qet a votre het, Roue nobl ha vaillant,  
 Ni rei d'ar bayabet, ha ne vesse qet contant,  
 E vo'ret dette moint da zispen ol ibudou !  
 Demp eta, Otrond, da getc'hat hon armou,

**C' H. O. G. C' H. V. E. T. I. D. T. A. L. O. B. C.**  
**BOUREDON** a autre gant e Aphez hac a lavar  
 Dfe chraez va Doudou pustant hac absoluo  
 Ni a laqbi Yon da obet euf remu.  
 Ha c'hoai, va zoudarder, respondit din euf gis ?  
 Hac est'zol li pizaj irempet deus e zit,

T

Hac ho courach chanchet en hini leonet  
Ma ch'achtomp a beziou hon oll enemiet.

**AR BEVARE ZOUDARD.**

Me rendonc Jupiter, me greufe gant araj,  
Qent evit ma tenuen da ober poltronaj;  
C'houi am guelo ember, pa viomp er gombat,  
Och ober eur remu hac eux mor eus a voad.  
Ar gristenien vechant ma na geront Ober  
D'on Doueou puissant eur sacrifici sincer,  
Hac ar Roue Yon ma na rent an homaj,  
Dirac ho Majestate, a vezg gant araj,  
Disframmei o vemprou ebars en qarrieroiue  
Avançomp, Otrone, eru voar vas on tro.

**AR ROUE YON A ERU GANT E SUIT, HAC A LAYARD.**  
Ah ! pobl abominabl ! payanet inhumé !  
Bourevion execrabil bepret d'ar grisienien !  
C'houj a repqp bremâ renta dia-me rezon,  
Petric ar jalouzi hac an ambicjon,  
Oc'h eus-u qemeret ouzomp, tud didalve !  
Ma zoc'h incessamant o recherch hor buc ?

**BOURGOGN.**

Ar sujet è, Yon, mar carit adorin  
Hon Doueou puissant var bennou ho taoulin,  
Ha dont d'en em renta a vigen din sujet,  
Ni o lezq en peoc'h hac e vimp mignonet.

**AR CHOMT ANTON.**

Archas pagao lèz-douç en deus c'hoant da eva,  
Mes scöet ve gant'an pa ellèr en taqa.  
C'houi o pe c'hoant ive da vout mestr en hor bro,  
Hogen gant grac Dque ni sur oc'h ampecho,  
Pa oc'h dent d'ar vro-mâ, tud fal hac heritiq,  
Ni à zeuy d'o crouga evel crouga silziq,  
N'or bo mui consianç ouzoc'h Sarazinet,  
Ni dole o corsou d'ar chass ha d'gh piget.

## AR BEMPET SOUDARD.

Arça, eos christenien, choas och qen arrogant!  
 Ha ni mestren ho pro dija antieramant,  
 E zoc'h qen efrontet donet d'or menaci!  
 Sus eta, payanet, evel leonet cri,  
 Saillomp oll a vagad var ar Roue Yon,  
 Ni reyo deau taout glachar en e galon.  
 Mes ra viu confonter, c'esq'ra var vanden;  
 Aon ameus ar vech-mâ sa chomo or y'roc'hen.

## RENOD.

Holla! Roue Yon, arabat ec'h afe  
 Namet va zud ha me da gombati oute.  
 Poch'eds' desit da ze, Renod, e sortiomp.  
 RENOD.

It eta hardimant ha fiet se ennomp.  
 Brema eta, Bourgogn, mat och eus tam couraj,  
 E vo ret dec'h disquef pe vovel var ar plac.  
 Eur pennad zo ne deus debret mann va c'heze,  
 Me fauto dec'h ho cof, m'en assur, ep dale.

## BOURGOGN.

Evidoch' da vea qet robust ha fier,  
 Ne refoc'h qet qement a sonjut da ober.  
 Alou, va zoudardet, lagis dir en avel:  
 Ret e ar vech-mâ pe trêc hel pe vovel.

## RICHARD.

Sua eta, va breudeur, ha choui ive, Moji;  
 Mar on eus tam calon, bremâ e demp c'hoari,  
 Am e tominç argombat. Ar Sarazinet a dec'h que.

## BOURGOGN a'e dyd.

N'a vezin confonter! bremâ me vel eisfat  
 Penos e renq'omp oll ar vech-mâ e c'ribat.

**RENOD.**

Evidoc'h da achap, Bourgogn, me oc'h begillo;  
En em rentit ractal, p'otramant oc'h maro;

**ALARD.**

Goneet e'af Victor var ar payan Bourgogn;  
Demp prest da lavaret se d'af Roue Yon.

**SAINTE SEIZIÈME DIALOG.**

**RENOD HA BOURGOGN.**

**RENOD.**

Arça eta, Bourgogn, mar oc'h neus nep adres,  
Da betra cuzit-u opzin, hec ho poutes?

Distroit d'ar gombat, mar oc'h eus tam galon  
Ha na ziscuelit qet evelse ho talon.

**BOURGOGN.**

Evit gement am eus baleet dre'r bed-màn,  
Biscoas ne velis den qen hardi, bas emàn.  
Cleò eta, Chevalier, yar a leveres dip  
Ne dall' get marchata, mes ret e combati.

**RENOD.**

Ja leal, Bourgogn, combati a ranget;  
Ne yeloch qet glenn gerqent ha ma sonjet.

**BOURGOGN.**

Pa glasquit ho maleur, ret vezò a ret déch  
Nebon deut pa garfoch, me c'hoario ganec'h.

**BOURGOGN.**

Me yenonç Júpiter ha va Doueon bras,  
Biscoas ne meus guelet eun den eus ho couraj.

**RENOD.**

Qer vezò déch, Bourgogn, bea d'ev d'ar vro-mlé  
Rac me a lagayo ho, croc'h en da sec'h,

BOURGOGN.

Ro din eun tam alan, me a ped, ya mignon.

**RENOD.**

Disquiza eto; Bourgogn, len dōn qet eur pelttron.

**BOURGOGN.**

Disquiza reont.

Chevalier jenerus, larij din hoc'h hanø,

**RENOD.**

Renod, mab da Rmon, a rør eus ae'hanøne.

**BOURGOGN.**

Renod, rrit din spamer, mar de ho mæfelerz.

Ha mæfelerz admiralvar c'houeagh Roranteleuz.

**RENOD.**

Nem geng quartier obet da rei dêch-u. Bourgogn,

Rac me inaus prometeit d'at Rouc nobt Yon.

En o rentjen dean en beo pe en maro,

Abalamoùr miosc'hineus revinet le gériop.

**BOURGOGN.**

Mes parios; pa rañi oft d'en etti rentia var at plac,

Ne ve qet a voyen em recedach en grâc?

**RENOD.**

Nan sur'onep sotl qartier n'e tgin dit biegenn,

Nemedott' a garfe l'eh em rentia christien,

Credi d'ar guir i Dore zo! Cradez d'ez t'envoie,

Ha renotti la grenn trac'h oll fós Dômeba.

**BOURGOGN.**

Ha c'houiñ hñomet eta em bezo va bue?

**RENOD.**

Iz, me och assur, mar qarit ober ze.

**BOURGOGN.**

Qemerit ya chlezez m eo ro dêch, ya mignon,

**RENOD.**

Demp ni brema an daou bête at, Rouc Yon.

**E T Z V E T D I A L O G .**

**TON, e suit ha TRI BEGUS RENOD.**

**GUICHARD.**

A drugate Doue, va C'arouet biniget,  
Setu bet ar victor vat ar Sarazinet.  
Hao qer susiant gant e fos Dôéebu,  
O deus ranqet mones da zispen o roujon!  
A biepas; ed bteudeur, spesièc'h medi Renod!  
Ha possibl le penosie vempas bet qer nor  
D'er bea bet lezet ebareff abandon?  
Ras et a sur varlez h'ar Sarazin Bourgogn,  
Ha n'en deus d'er n'icour nemeqan e unan.  
**MOLIS.** Arfob nespas o ast  
Assurit qendervi emasqes compoëtu vech-mâne.

**TON.**

God, ve ganep certon col va Rouanteles  
Qent eyt, Ottone, m'e pe hisudigez op er syl  
**AR SÉCRETOUR.**

Me o pad ib Ottone da lezel ho c'anyou,  
Hac o p'ti confias en Grouet an envou  
Peini a z'e cerfeda breseryi  
An deg, d'lang Renod demus e enemi,  
Renod qent ma quitay ar Sarazin Bourgogn,  
A deuy ed'e gombari en evelep fêcon,  
Qen a vo oblijet d'en em genta dean....

Mes me er guel o ton! deut d'en em rejouissan.

**TON.** Renod la Bourgogn a apes.

Ah! Renod jenerus, tizet oc h' eus Bourgogn:  
Va sepr va chutunen à zo dec'h, va mignot.

**RENOD.**

Evit qenta servfch a rentah dech, Sire,

E presantân Bourgogne dirac ho Majeste,  
 Am eus bet godeci dre va c'hoif desfandans;  
 Ma zê en em tenset din-me sur franchamant,  
 Gant ar gondicion da recour e vue;  
 Hac e meua promateo sue deán qementse.

## BOURGOGN.

Sire Roué Yon, me a anzae penos.  
 Em eus bet alies troublet déch' ho repos,  
 Dre an ocasion demeus va armecou;  
 Och eus bet recevet calz eus a zomajouz;  
 Hogen pa mon dindan hé tominacion,  
 Me béo déch' rançou en ho tiscretion;  
 Me meus aour hac arc'hant ebars em zenzoriouz;  
 Da bêa an domaj am eus grêt en ho pro.

## YON.

Ne meus qe a vort'bet Bourgogn deus o rançouz  
 Laqit-an en eur gâmbz, Ottou ar C'homt Anton;  
 Dreist pep tra me o ped alc'hoeit varneauz;  
 Evel m'or bo amzer ni a vaqo gantân.

## AR C'HOMT ANTON.

Me rîi se, va Roué, ebars en ho rejet;  
 Alòn eta, Bourgogn, deut ganén ep aret.

Cendui a rîr anca d'ar pîsouz.

## YON da Rened.

Chevalier an noplaz a voe biscoas er bed,  
 Ravezo biniget an heur hac ar momer;  
 Ma zoc'h dent d'ar vro-mâ ho tud jentil ha c'hoiz;  
 Evit on delivra a zorn hon enemi;  
 Rac me anzao arfan ez è dre och adreez  
 Ez è laqet ar peoc'h bars em Rouantelez.  
 Certen ho vaillantis a verit recompanç;  
 Rac-se lavarit din ebars en dilijanç;  
 P'tore recompanç la fel déch' diganemb  
 Ha me ex royo déch' gant libéralitez.

RENOBOURG. LE ROI DE L'ISLE

Me assur dêch erfat, Reue nobb ha paissant,  
 Mar dom pident dlo servich nêqes evie archant  
 Na da gavet saler ez emp'dem si l'art vro amay  
 Va zud-jenit ha me evie os servicha;  
 Moyenant ma vezoch'h fidet dlo promesse,  
 Ne fel demp, ne p. saler digant hon Majesté.

YONI

Ah ! jantil Chevalier, mar deus et gristenet !  
 Va septz, va charrunen ha va Rouanteles.  
 A zo en ho pouyoar : c'hoi dico fossodi,  
 M'o cutuna Reue, mar, qerit accepit h  
 Ho coukach zo qes bras, hd'merit zo qes nobb;  
 Ma tleiu bea souveren, var ar bopz  
 Ha ma na gavit qet e vec'h satisfiet  
 Demeus ar servich vad osh eu'su din rentet,  
 Ma ja garit ive accepit recompence,  
 Me royp dêch ho poez aars hantervalance.

RENOBOURG

Me a rent dêch grâcon demens osh ofrou mad;  
 A drugare Doue me meus en ti vanzade.  
 Qement hac-a garan eus ta gomodite;  
 Ne vanq din nemet peoc'h da jouissa ané.  
 Mes pa velan c'haboc'h qement passionet  
 Da veabliberal abars lenokos andretz;  
 Em eus choase da c'hdulen digant ho Majesté  
 En ho Rbuantelez eut placiq a gosteis.  
 Da repui va zudi ha modeus som amideb;  
 Ze è a zeafrompo digabêch wit baless.

YONI

Ho coulen zo neubent dions au veritet  
 Hogen, den jenoris, paré de olsoteyst,  
 Me réy dêch za brekab castel raeg Montoban;  
 Unan a grêvra aplagi ainq super eroumân.

Hac

Hac o caro fidel beprēt entre vevin,  
Evel pa vec'h va breur; biqen dêch ne vanqin.

RICHARD.

Ni o trugareca, o Roue déboner!

Pa acordit eun dra zo desmp quer necesser:  
Oblijet bras omp dêch p'och eus ar vadelez;  
Da zont d'on repui en ho Rouantelez;  
Hogen ni bromet dêch entre vomp en bue  
Dont da renta servich beprēt d'o Majeste.

MONBANDEL.

Ne doutomp tam ebet eus ho fidelite:  
Deut d'en em rafrechi, me o ped, Otrose,  
Hac ember ni yélo assambles goude coan  
Da velet ar c'hastel demeus a Vontoban  
En deus c'hoant ar Rque da réi dêch en presant  
Merjout a rit-se hac ouspen ampliant.

*NOVET DIALOGO,*

AR PRINCES CLERA, c'hoard da Yon, hache FAY,

CLERA.

Clevit, va Faj biap., pa qmp amav hon daou  
Em eus desir da c'hout diganec'h eur c'helaou  
Hac eun dra a nevez var sujet ar brezel:  
Piou en deus delivret ar gêr eus a Vourdel?

AR FAY.

Ato, Princes yaouanq, carten Chevalieryen  
A zo deut d'ar vroymâ demeus af Francisien;  
O devgeus chasseet Bourgogn hac e armes;  
Mes eunan zo hanvet Renod eus anez,  
Ennes en deus-an bet heuillet eur pennat-mat,  
En deus-an qemeros dre nesz ha dre gombat,  
Ha rentet anez d'ar Roue prisonier.



O Doue! va mestres, na brava Chevalier  
 Ez è ar Renod-se! pebes den redoutet!  
 Me garfe vec'h ho taou eur veach demezet,

## AR PRINCES.

Assur mat, va Fajiq, e clèvet ac'hanout,  
 Ez on dija charmet gant ar brud a Renod.  
 Me garfe bea dign eur veach em bue  
 Da zont da gcontracti gantàn va amitie;  
 Rac-se ta, va Fajiq, mar gallit e gavet  
 Eun tuic a goste en eur placiq secret,  
 Grit va gourc'hementou da Renod humblamant,  
 Ha lavarit deàn e ven meurbet contant  
 Da gaout an avantach da gomz en e gichen:  
 Lavarit deàn se ha non pas netra qen.

## AR PAJ.

Princes nobl ha royal, c'hoar d'ar Roue Yon,  
 Credit en assuranç ebars en ho calon  
 Me a réyo moyen m'en em gomzet ho taou,  
 Ha neuze ec'h alfoc'h conta ho secrejou.

## AR PRINCES.

Grit eta, va Fajiq, hogen beet secret.

## AR PAJ.

Nebon me a vezò, n'o pet qet a vorc'het.

Sortia la fonda

*DECYET DIALOG.*

AR ROUE YON hac e suit a antre.

YON.

Trugare va Doue hac ar Verch'ez Vari,  
 Ez emp'rentet bremâ, va zud, goël disourci,  
 Pa omp victorius var honi adversourien,  
 Dre vaillantis Renod hac e Chevalierien;  
 Birviqen ne oufemp donet sur en nep gis  
 Da iccompagnans demeuris o vaillantis.

## HECTOR.

Vaillantis o deus grêt, certen me a gred se; Mes brassa recompanç och eus-u grêt dêze!  
 Me a gred, va Roue, och meurbet maladec.  
 Ma roit da Renod ar pez och eus laret,  
 Ha dezir och eus-u ep arêti pelloc'h  
 Da gaout eur Souveren da gomandi varnoc'h.  
 Ma roit da Renod ha d'e dud Montoban.  
 E vint mestr absolu partout var ar vro-mân.

## AR C'HOMT DANJOU.

Qementse a zo guir, me a meus aon ivé,  
 Ma ve fortifiet Renod er c'hastel-se,  
 Ne zouje da Roue, Princ, Marqis na Baron,  
 Na da zen a gement a zo bars en Gascogn;  
 Rac gout a rit eifat ez int tud redouet,  
 Chevalieryen vaillant a gement a gafet;  
 Ha ma fachfe ouzoch' Renod eur vech epqen,  
 Ec'h alfec'h lavaret : adieu va c'hurunen.

## GODEFROA.

Me gontest fermamant ar pes a leveret,  
 Me voar erfat Renod zo eun den redouet;  
 Hogen me och assur ê re nobl e galon.  
 Da zont da gometi birviqen trahison.  
 Renod zo den loyal, carget eus a furnes,  
 Hac eun den oblijant, leun eus a vadelez;  
 Ha pa rofaçh deàn castel caer Montoban,  
 Ne rêyo nep insult biqen dêch er vro-mân,

## HECTOR.

Ar pez a brometer a zo ret da zerc'hel :  
 Peb den honest a zalc'h d'e c'hir bete merval;  
 Dindan boan da vea passeet vit deloyal.  
 Hogen me o supli da zonet da sonjal  
 Penos mar doc'h ar mestr en ho Rouantelez,  
 Ez è Renod zo cos dre aerz ha dre adres.

Gout a rit coulz ha me an desolacion.  
 A voassur er vrô-mâ dre grueldet Bourgogn,  
 Hac a zo gant Renod qemeret prisonier,  
 Ar pez na vouijemp qet bîrvîgen da ober.

## MONBANDEL.

Pa oc'h eus, Otrone, laret ho santimant,  
 Me faro va fini ivé pareillamant.  
 Rac-se ta, va Roue, mår oc'h eus c'hoant penos  
 Ne droublise qet Renod nac e dûd ho repos,  
 Me roy déch'eun avis demeus a importanc:  
 N'oc'h eus tñinet tachout da ober alianç  
 Ebars entre Renod hac ho c'hoar ar Brinces,  
 Neuze e viot mestir en ho Rôuantelez;  
 Rac Renod o velêt e vezoc'h aliet,  
 P'o po roët déan ho c'hoar bropr da bried,  
 En devo evidoch eur' respect spicial,  
 Ha n'o privo bijen demeus ho tron royal.

## YON.

Assurit, va mignon, guir e a leveret,  
 Me am hoa qemense pel a zo em speret;  
 P'oc'h eus-an conciluet e ret a beb coste  
 Tachout mia vezoz grët alianç entreze.  
 Renod a zo den nobl hac eus a galite,  
 Va c'hoar zo eur brînces ha merch da eur Roue:  
 Ennes zo eun demei hac a gavan sortabl,  
 Hac a grëd din ivé a ve sur profitabl  
 Da Renod, peudi a ante gant e tut  
 Pa garfoc'h, ni yêlo, va mignonet fidel,  
 Bremâ oll' assambles da vîsa r'c' hastel  
 A hensum ptemer da reise presalit déch.  
 Ne meus tach da zoutine episot d'fouc tiganec li.

## Renod.

Me valbromet assan: d'la Majesté Royal  
 E meus ibet hentes New Bande den toyal,

Me reget gaest. Dous eus ca greis va Chalon  
 N'em bo c'hoant birviqen da ober trahison.  
 Evidomp da veal bannisset eus a Franc.  
 N'en domp qet traiouisyew, sud a voil gonciang.  
 Rac mar am eus lazet Bertelot, niz ar Roue  
 Ebars en e baies, em boa sujet da ze.  
 Rac va sqei a eure, ouspen va zisia,  
 Ha me sur evit guir ne farsis qet outa.  
 Me zigoras e behu, m'en auzao franchamant,  
 Nonpas dre drahison, mes em c'horf defandant.  
 Setu antieramant petra e ar sujet  
 Ma zomp da Charlamagn quer bras enemiet.

## Mojis.

Mes davantach zo c'hoas, Sire Roas  
 Deus hor fidelite mar oc'h eus nep s'durpion,  
 Ha mar oc'h eus regret da vea prometet  
 Demp castel Montoban, ni n'oc'h obijonqet  
 Da ober neira tout enep d'o polonetz  
 Goell e galemp, quiat crenn ho rostanetez,  
 Ha ne chomfomp enni pelloch na dehañoz,  
 Qent evit ma veinp qos da vdroubli ho repos.

Ah! va migouaret qet, naggospit qet na zet,  
 Ne dquétan, tam abet eus ha desite,  
 Hogen eta, Renod, dre ma zoch va mignoz  
 Emeus c'hoant d'ober dêch eur abroposition  
 Amân en ho prezanc ha dirac ho spreudeur  
 Me, a ziscéryo d'ec'h ep arêti nemetur.  
 Qen charmet e an dud ganêch oll er vro-mâ,  
 Balamour d'ostorej, ha p'me gaht at c'henfa,  
 Mo deus c'hoant ha desir oll demeus a eut voez  
 E rafac'h choftan bars em Rouantelez,  
 Balamour ma zoch tud vaillant ha redoutet,  
 Ha capabla d'oa gisen bus hon enemiet.

Rac-se eta, Renod, mar qarit cénstanti,  
 Me a meus concluet donet d'o timizi  
 Da Glera, va c'hoar brops, eur brinces ar guera  
 Zo bet ganet biscoas, m'oé'h assur, er bed-mà.  
 Me roy en argoulou déch castel Montoban  
 Hac eun Duche antier da zont da jouissàn.

## RENOD.

Allas! me zo indign demeus an-henor-se  
 Da zont da eureuji merc'h uniq eur Roue.  
 Me zo eun estranjour, banisset eus va bro,  
 N'en don qet ingal dei en ligie na madou;  
 Ha gouscoude, Sire, pa zoch deliberet  
 D'ober din eun enor ha ne veritân qet,  
 Me a zo prest ha pront da heuill ho polonte,  
 Gant ma vo ar Brinces contant denreus a ze.

## YON.

Ma na dê qet contant, ni rôyo dei beân.  
 It-u prest em reget, m'o ped, pajiq bian,  
 Da lavaret d'am c'hoar dont amân d'am c'havet;  
 Pa vo deut or bete e clêvo ar sujet:

## AN EIL PAJ.

Roue nobl ho vaillant, gant joa bras em c'halon;  
 Me rîi en ho reget prest ar gomission,  
 Rac me gred ar Brinces pa glêvo ar sujet  
 Me oc'h assur erfat e vo rejouisset.  
 Me ya da bartia ractal, pa zê ho crad,  
 Credi a ran e téuy ganeme troad-ous-troad.  
 Monta ra da vitar Brinces; eun nebeut goudé ec'h antre ganti.

## RENOD.

Salud, Princes yaouang, gant carante barfet.

## CLERA.

Ho servicheres humbl, Chevalier redoutet.

## YON.

Orsus eta, va c'hoar, setu amâ ar ze

O deus on delivret, a drugare Doue,  
 A dre daouarn Bourgogn hac a Sarazinet,  
 O devoa en antier ar vro-mâ revinet;  
 Ispicial Renod a zo o c'habiten,  
 En deus bet qemeret Bourgogn e-unan crenn,  
 Ha rentet anean em dominacion.  
 Rac-se larit, va c'hoar, ho resolucion,  
 Petra ê ar saler a verit da gavet;  
 Just ê ha rôsonabl e ve recompanset.

## CLERA.

Ne gredân qet e ve, erve va fantazi,  
 Netra tout er vro-mâ dign d'e recompansi.  
 Imposubl ve da zen laret gant guirione  
 Pes desolacion na pes calamite  
 A voa grêt en Gascogn gant ar Sarazinet;  
 Hac é an den vaillant-mâ en eus on delivret;  
 Rac-se ne oufen qet petra ve sufisant,  
 Dign d'e recompansi ha d'e renta contant.

## YON.

N'en dê qet difficil, va c'hoar, e gontantii;  
 E ma en ho pouvoar, mar qarit consanti;  
 Rei deân recompans demeus e servich grêt;  
 Ne zezir netra tout nemedoc'h da bried.

## CLERA.

Allas ! me zo indign eus eun enor qer bras  
 Da eureuji eun den demeus eur seurt couraj;  
 Gouscoude, mar dê ze lavaret gant Doue,  
 Me a zo prest bepret da heuill e volonte.

RENOUD a dosta da Clera hac a laver dei:  
 Ha me, Princes yaouanq, a lar ar memes tra  
 Pa on bet inspiret da zonet er vro-mâ  
 Da renta déc'h servich demeus va oll pouvoer,  
 Ne fel din nemedoc'h evit ya fried qer.

Grêt clos au demezi, ma a ves se dija;  
 Demp' eta d'an lis gant cadz-demeus a jea,  
 Gant pep solanię, ma vezint careujet;  
 Ha neuze ni yélo gant enor ha nespet  
 Da gundai anê da gastei Montoban,  
 Elec'h ne vango dë neira tout er bed-mañ.

## UNNECUT DIALOG.

CHARLAMAGN bao. e suis.

CHARLAMAGN.

Me far dêc'h; Otrone, Princet ha Baronet,  
 E meus calz a chagrin hac impaciantet  
 En defot ne allan donet d'en em venji  
 Eus a vibien Emon hac ho c'hender Moji.  
 Me a sonje penos pa voajnt assiejet  
 En castel Röchefort, e vijent qemeret;  
 Gouscoude o deveus grêt moyep d'en em denn;  
 Ne dalse qet e nach, fet e vent sorceryen,  
 Neuze va niz Roland hac ar princ Olier  
 Ne velan qet i've e vent êtu d'ar gér  
 A voa êt da Gologn evit rî ar chasse  
 D'ar bayanet a voa o ruina'r vro-se.  
 Rac-se ez op doariet p'a n'o guelan ari;  
 Me varvo gant glac'hар, mat be lazet va ni.

NEM.

Evit mibien Emon me brômet dêc'h erfat  
 Oc'h eus ar weach-mâ rentet en eur goel stat;  
 N'o dêsa qet a bouvoar da ober insult dêc'h,  
 Na den n'â repuo, m'beh assur, en nep lech;  
 Ha dre ar uqyen-se e vezint oblijet  
 D'en em aopmeli dêc'h, Amperetur reddoutet;

Ouspen

Ouspen ho niz Roland hac ar prinç Olier,  
 Ne vezint qet goassa ébars en nep qarfier,  
 Tud just a so capabl da zifeñ o bara;  
 Nep n'em froto oute né c'honeo netra...  
 Mes m'o guel oc'h antren pa gomzàn anêze,  
 Hac eun den robust bras da brisonier gante,  
 Adre a reont gant o frisonier.

### CHARLAMAGN.

Ah! daou' Brinç jeutrus, deuit mad sur raveet,  
 Mes, piou ar payan-ze oc'h eus-u qemeret?

### ROLAND AR FURIUS.

Oh! Monarq redoutet! va Eont, va Roue,  
 Ni a c'houlen pardon digant ho Majesté,  
 Mar domp bet negligant da laqat en éfet  
 Au urz, an ordrenanc ho poa demp-ni roet;  
 Mes dre vbour Brovidanç zo bet demp favorabl,  
 E credan'on eus grêt eur veach profitabl;  
 Rac ar bobl a Gologn a voa persecutet  
 Continuelapant' gant ar Sarazinet,  
 Hac on eus bet ar c'hraç expres eus an ênvou  
 Da laqat c'heas anê en repos en o bro,  
 Ni on eus chasseet ar bayonet mechant,  
 Laqet eur goël nombr bras anêze da néant,  
 Ha rentet o Roue da vëza tributer  
 Dêch entre ho taouarn evelse prisoniet.

### OJER-DANOA.

Ravezo biniget an heur hac ar momet  
 Ma zoc'h, daou brinç yaouanq, var ar bed-mâ ganeq  
 Raç c'houi en assuranc a meus sonj vo ar re  
 A zeuy da laqat Franc ebars en liberte.

### ESCOFORT, Prinç sarazin.

Ampereur Charlamagn, pa zon en ho pouvoer,  
 E chavouan penos ez on ho prisonier,  
 Hac a anzao i've e mëus bet domajet

Me lavar dêc'h eun dra hac a zo guir avoalc'h :  
 Ma ve c'houi a alfe cavet deàn eur marc'h  
 Hac a ve sufisant ha capabl d'e zougen,  
 Ec'h alfec'h difia oc'h oll adversourien.

## CHARLAMAGN.

Ah ! pebes jouissañc zo cbars em c'halon  
 E clêvet ho comzou , Olier va mignon !  
 Rac conclui a rit , erve a zeblant din ,  
 Penos ne zefot qen nemet eur marc'h d'am ni  
 Evit bea eur vech capabl da zistruja ,  
 Qement sort adversour a meus var ar bed-mâ ;  
 Högen en pe fêçon , Otrone , larit din ,  
 E veçchoazet eur marc'h capabl evit va ni.

## OLIER.

Merrey dêc'h conseil vad var ze bremâ-zouden :  
 N'oc'h eus nemet qemen oc'h oll Chevalieryen ,  
 Ha leveret deze penos oc'h eus calz c'hoant  
 D'o goelet o redec oll d'ar voulet arc'hant ;  
 Ha mar qarit ive atribui eur pris .  
 D'ar chenta Chevalier a vo en pen al lis :  
 An nep en deus marc'h mad en disquelo neuze ,  
 Hac e refoc'h ho choas evelse , va Koue .

## CHARLAMAGN.

Ep mar , Olier gêz , comz a rit gant rézon :  
 Me aprou ho comzou evit conclusion .  
 Rac-se e comandân d'am olt gavalliri ,  
 Qercoulz demeus a Franç vel eus an Itali ,  
 Da zonet var ar lis da redec assambles ,  
 Ma yelin qement marc'h zo em Rouantelez .

Ah ! va niz quer Roland , va brassa esperanç ,  
 Diouzoch e tepant ar gurunen a Franç :  
 Laret ê din pénos , ne vanq dêc'h netra qen  
 Nemet eur marc'h a ve sufisant d'o tougen ,

Rac-se bremâ-zouden é meus grêt leun edit  
 Ma vo-choaszgt eur march dign demeus ho merit;  
 Rac qemant Chegalier zo em Rouantelez  
 A velfoc'h var ar plac ho redec assambles;  
 Rac me zeuy dâ laqat ebars en pen a lis  
 Va c'hurunen alapuret ha non pas qen sort pris;  
 Ha qenja Chevalier a allo e zizân,  
 Mar d'on Rôue en Franc me e roya deân;  
 Mes evit caera march a gelin var al lis,  
 M'er preno dêc'h, Roland, cousto din pris pe bris.

## ROLAND.

Ampereur puissant, Monarq ar Francisiens!  
 Ne veritis biscoas na ne rin bîrviqen  
 Digant ho Majesté qemant a vadefez  
 Evel oc'h eus din-me temoignet alies.  
 Hogen me en toue, en fe da Chevalier,  
 Va c'horf ha va buç, va madou en antier,  
 A zo en ho servich eus a greis va c'halon:  
 Me garfe renta dêc'h peb satisfaction.  
 Rac-se ta, va Eont, mår deus den èr bed-mâ  
 A ve qen insolant bet d'o tisoblîja,  
 Me zo prest da vonet d'en em venj aneze:  
 Nep zo adversour dêc'h a zo dime ive.

## CHARLAMAGN.

Ne c'houlenñan ouzoc'h nemet eun dra, va ni:  
 E rofoc'h din sicour da zont d'en em venji  
 Deus a vibien Emon, o déus ya ofancet  
 Ebars en eur fêçon à zo choqant meurbet.

## ROLAND.

Mâ plichfe gant Doue em be me ar faveur  
 Da gavet dre rancontr Renod hac e vreudeur,  
 Me a iselafe dese o atroganç.  
 Lavarit din hac int a zo bepren en Franc.

Alies a yeach calz eus o sujedet ;  
 Evit se , gouscoude , e meus an esperanç  
 O po ar vadelez , Monarq bras eus a Franc,  
 D'am receo en ho craç , va sujedet ha me ,  
 Ha me a bromet dêc'h epad va oll bue  
 Ni deuyo d'och anzao evit Superieur ,  
 Hac e pêfomp tribut peb bloa dêc'h , Ampereur .  
 Me bromet davantaj ive da viyviqen  
 E teufomp da lezel en peoch ar gristenien ,  
 Ha ya oll dud ha me a vezo badeet ,  
 Mar roit ar chrac-mâ , Ampereur redoutet .

#### CHARLAMAGN.

Pa ve louarn er pech e layar familier :  
 „ Va lezit da vont quit , ne zebrin mui ho yer .  
 C'houi ive , Escofort , a lan , pa oc'h tiset ,  
 Penos ne valtretfoc'h mui ar gatoliqet :  
 Guir avoalch a larit , me ampecho ze dêc'h ,  
 Rac ie a afrontchou a meus bet diganêc'h .

#### AR CHEVALIER OLIER.

P'en em rentas Escofort d'ar Princ Roland ho ni  
 E pedas ac'hanomp gant peb sort courtoasi  
 Da bedi ac'hanoc'h d'en treti gant doucier ,  
 Ar pez or boa , Sire , prometet da ober .  
 Rac-se , va Ampereur , mar qavit avantach ,  
 Vo red e vadei , rac demp er prometas .

#### CHARLAMAGN.

Va mignon Olier , Princ nobl ha jenerus ,  
 Glac'har zo em chalon o tonet d'o refus :  
 Goulennit , me o ped , diouzin eun dra all ,  
 Rac evit Escofort n'en dê qet den loyal ,  
 Me meus-an aprouvet en calz a feconiou ;  
 Mes pa meus-an tizet , bremâ ni n'em gonto ,  
 M'o ped , va niz Roland , laquit-an er puizon ,  
 Ha pa allimp yaqi , ni glêvo e rézon ,

## ESTCORT.

Be a meus peadra da bêa va ratiçon ;  
Roit din diana Patis evit prizon.

## ROLAND.

Va Eont, me réyé preст ho comandamant :  
Deut eta, Estcort, d'ar prizon prontamant,  
Se ne ampecho qet hac Olier ha me ;  
Na dachfomp, mar gallomp, m'o po ho liberte.

## CHARLAMAGN. Môur arz a prison.

Lavarit din, m'o ped, Prinç vaillant Olier,  
Dre'r pez ma meas ethnoc'h fianç particulier,  
Ar visione dirac va Baronet ha me :  
Penos n'en gosporet Roland bars en armie ?  
Hac én n'eus disqoel et vezo eur veach  
Eur Chevalier vaillant ha den eus a gouraj ?

## OIER.

Me lar en guirrone, Ampereuri puissant,  
Penos n'en dòn qet dign da gomiz eus a Roland.  
Aboe ma è crevet ar bed-ma gant Doué,  
Ne voe goellet kuit den qet jenerus hac en ;  
Rac tembignet en deus en cälz a fécotisou,  
Ez è favorizet mēmes deus an énvou.  
Pa voa an daou armie renjet a bep coste,  
E saillas varnez evel eul leon goe,  
Hac e yaz e-unan da gaout e énemis.  
Biscoas niem boa clévet eur sort esclam hâ cît  
Evel a voa partout dre'l lech' ma tremene,  
Gant ar Sarazinet o c'houlent o bué.  
Rac me er promet déch', hac a glêp hac a zec  
E lazer bayanet eus eun tu a zruillou ;  
Dre'l lech' ma tremene nemet corfou maro  
Ne voeljach' var ar plaq vel e foar al loegou.  
En eur gir, me lavar mar domp bet triomfant,  
Et'h anibuomp sc da vaillantis Roland.

## RICHARD A NORMANDI.

Ne medint qet en Franç ; a ze oc'h assuràn ;  
Daouest pelech e maint en em guzer bremàn.

## ROLAND.

Nemet êt vent en ên pén calon an d'ouaf ,  
Mé dizo anêze eun tu , na laquit matju .  
Me a meus pel a zo clèvet comz anez ;  
Terrubl e ven joaus d'en ém aptou bûte .

## CHARLEMAGN.

Sortiompr eus ac han , Otrone va Frineet ,  
Hac it da brepari pepini e ronset ;  
Hast a meus da velet o redoc assambles  
Qement march' courajus zo em Rouantelez .  
Ar Roue a zorti , hac e dud a ya da brepari o c'hezq

## DAOUZECVET DIALOG.

AR ROUE YON hac e suit .

## YON.

Brema , va c'hoar Clera , setu c'houi eureujes .  
D'eun den ar puissanta a gement a gafet ,  
Hac evit argoulou qemerit Montofan ,  
Unan a vrava plac a gafet er bed-màn ;  
Rac-se e supliàq an cil hac egile  
Da yeva en doujanç ha carante Doue .  
Pratiqit ar vertu ha lezit ar pec'het ,  
Hac ec'h éfoc'h erfin da bales an Drindet .  
Me a ya d'o lezel en peoch hac en repos ;  
D'ar gér eus à Vourdel e fel din mont fenos .  
Adieu , va c'hoar , va breur , ha déc'h oll , Otrone .  
Doue , d'o menteno oll en prosperité .

## RENOD.

Ah ! Roue debonter ével eur Salomon ,  
Ma ve permetter dm disquel déch' va c'halon ,

C'houi a velse çouai gravet an amitis,  
 A meus-me evidoc'h, va Fring ha va Roue,  
 Guir è me voar c'faf ne oufen qet jamez  
 Dont da satisfia avoalc'h d'ar vadelez  
 Och eus, Roue vaillant, evidon temoignet,  
 Ep bea gouscoude e nep gis meritet;  
 Hogen me bromet déch'h, ha va braudeur ha me,  
 Ha qement den a zo en hor posterice,  
 A zo en ho servich en heur ma choulenfee.  
 Adieu eta, Sire, dre garante barset.

## CLERIA.

Adieu, déch'h va Roue, va breur qer ba guirion,  
 Me o trugareca eus a groiseva x'halouz  
 Demeus ho madelez da veza procurez  
 Din-me sur cur fortuozo meurbet d'am soñet.

## RICHARD.

Adieu, Roue vaillant ba leun eus ayfurnez,  
 Ni o trugareca demeus ho madelez  
 Da vea repustat hanomp en ho pro;  
 Mes marion implijit ai o satiglo.

## YON.

Adieu, Compagnenez charz en jenevel.

## GUICHARD.

Ha déch'h u iwe, Sir, dre eur galon loyañ.

Ar Roue ton hant e m'aïzont.

## MOJIS.

Pa velan sortiet e dud has ar Roue,  
 Me meus da gonta déch'b eur c'héleu an avea  
 Rac goyy, a rix pèpos, e s'hoyn dee val audou  
 Qement qelou a zo et Rosantelezou.

Me lavar déch'h pèpos er gêveus ap Baris.

E zeus bremâ ranconu da über vaillantis.

Ar Roue Charlamagn a ja en her termen,

Assigna assamblee e ell Choualieryen,

Ha neuze e laqay ebars en pen al lis.  
 E gurunen alaoujet d'ar c'henta evit pris:  
 Da choas marc'h da Roland e ra Charlamagn se,  
 Me gred ar marc'h Boyard a blichje d'ar Roue.

RENOD.

Lavarit din, m'o ped, va c'hender qer Mojis,  
 Ha ni a risq. netra evit antrepreni  
 Mont ive da Baris da reded ar gurun:  
 Boyard e goneo assur, mar gra nicun.

MOJIS.

Ia sur, va c'hender, me a bromet dec'h se:  
 Mar qarit o pezo: curunen ar Roue,  
 Evit disquelesfat d'e varonet hac en  
 E ma mibien Empereur choas ebars en bué.

ALARD.

Eun dra dificil bras sur a antreprenet;  
 Mar deomp da Baris e vimp anaveet.

MOJIS.

Orsus ne c'houlehn an newez Renod ha mez  
 Hac ar marc'h caer Boyard da ober an idasse,  
 Evit caout curunen an Ampereur Charles,  
 Hac ober dean c'hoas confusion ha mez.  
 Boyard a renq qenta bea livet en guen,  
 Me o creyo yaouanq ha me vo ancien.  
 Pa viomp evelse hon tri contreferet,  
 Me bromet dec'h erfat ne vimp qet anaveet.

RENOD.

Me a zo content bras, Mojis, da vont ganec'h,  
 Va c'horf ha va bué a aparchant sur dec'h;  
 Me meus an esperanç pa vezimp assambles.  
 Ne oufemp qet cavet drouet avantur James.

CLERA.

M'o ped, va fried qez, dre eur guir garante,  
 Na dit qet dreist pep tra da expos hò pue:

Chomit

Chomit ebars en peñc'h er gêr gant ho prendeut,  
Rac aon na arufe ganêch nep sort maleur.

**RENOD.**

N'o pet qet a vorc'het, va fried, me o ped,  
Ni zistroyo quer yac'h evel ma veomp êt.  
Adieu dêc'h, va fried, va breudeur ha va zud;  
Chomit en Montoban ha ne rit qet a vrud.  
Ne lavarit da zen pelêch e vezimp êt,  
Gant aon dre drahison na vemp-ni discuillet.

**CLERA.**

Adieu, va fried qèz ha va c'hender Moji,  
Qen a vezoch distro ne vin qet ep sourci.

Renod ba Mojis a ya da Baris

## TRIZÈVE ET DIALOG.

### CHARLAMAGN hac e suit.

### CHARLAMAGN.

Certen sur, Baronet, tostat a ra an de  
Ma welfor en Paris calz a solanite.  
Biscoas ne voe guelet en Rouantelez Frano  
Eun de quer solanel na quer bras conseqanç  
Evel a celebrin en ho rejet, Roland,  
Dre ma zoch.courajus hac ive den vailtant.

**AR C'HENTA PAJ.**

Gant ho permission, Ampereur redoutet,  
E larin dêc'h eun dra dirac ho Paronet,  
Peini a meus bet clêvet brema-zouden;  
Me gred em zamalfac'h ma noc'h avertisfen;  
Clêvet e meus laret penos mibien Emon  
Ha o c'hender Mojis zo ebars er Gascogn,  
Hac int fortifiet ebars en eur c'hastel,  
A zo entre Toulous hac ar gêr a Vourdel,  
O. deus bet a bresant digant ar Roue Yon,

**X**

Vitubbaqeméret ar Sarazin Boargogn. —  
AN ETE PAS.

Nen dê qet contant c'hoas, an traitour fal Yon,  
Debeda repheet ar pêvâr mab Emón,  
Ma zé Bet, qen hardi cavet an insolang,  
Daï Roat da gôñtracti gante eut alanc;  
Renod zo eust pujet gant pêp sôlanite  
En deyou trebennet da c'hoat prop ar Roue,  
Neuze en deus roet deze en argoulou,  
Eur c'hastel ar c'haera er vrô deus ar Poetou:  
Biscoas mibien Emón ne voent qer suffisant  
Evel Roat an dé Ampereur puissant.

CHARLAMAGN.

A possabl ve, Yon, e ves bet qen hardi  
Da receo en da vrô va brâssâ enemi!  
Mar doud qen trastour ze, eessen isar don Roue,  
Me rîi da zistruja, mibien Emón ha te.

SALOMON.

Me lar déc'h, Ampereur, ma na laquit ever;  
E réye demp Renod confusion ha mez.  
Me gred ez ê capabl da zonet gant Boyard  
D'ar gêr eus a Baris, ep bea tam eouard;  
Ha mar en em laqa da zedec ar gurun,  
E teuyo d'e c'honit assuret dreist nicun.

CHARLAMAGN.

Ret ê laqat remed ebars en qementise.  
Richard a Normandi ha c'houi ive, Nôtre,  
It a taou em reçet var-hent bras Orleans;  
Hac examinit tout qement a deuy en Frano;  
Ha mar guelit Renod na geneubet Moji,  
O tonet da Baris, roit prest d'er gout din,  
Ma clastifomp ar voyen evit o cheimeret;  
Qen à vint em pouvoar ac vîn qet divort'let.

RICHARD A NORMANDIE. Rac sur la Normandie.

Pa blii ganêch, Sire, que deputi da de ce  
Ni en em aquiso gant peh fideli; Pencheat le  
Rac me er promet dêch, mar deu mibien Emon.  
D'ar gêr ens a Baris er soit ogasion  
Ni a voerzo de ze o amzer dremenet;  
Rac sur mar baleont e vint anavect.

NEM.

Gant ho conje, Sire, ni ya d'or c'hevgidj,  
Da chout ha ni allo rancontr os'h enemi.

CHARLAMAGN. Sozial a roas.

Ojer ha Salamon, c'houi yel en paq al lisq a  
Hac evei tud prudant deut da ober justic;  
Arabat e ye grêt trichir da nicum:  
Da flep e gondio delivrit va churup;  
Disquelir din etfar pion en deus caera march,  
Ma prenин anean, pa ve din qer avoalch.

OVER-DANOIS. Peous ce sois.

Ni a iemementse, Sire, en ho reget.

CHARLAMAGN. CHARLAMAGN.

Demp dien em Brepas, mo pes, va Baronet.

### PÈV ARZECVET DIALOG.

RICHARD A NORMANDIE. NEM.

NEM

Houlo palzomp ieru en disent bras. Quidam  
Eur plaq d'arempçedat sevit d'opere em Fraçal.  
Hogen diavis omp chomodha goll an amzer;  
Ne voglameg tempe payant. O Chevalier sh no  
Rac-se, mar atu h'itedisq'li afunapivat han chino.  
Buanna ma c'hal fompo idate da Baris.

RICHARD A NORMANDIE. NEM.

Rac me a vel o tont en hent flaon Chevalier;  
Unan en deus eur marc'h zo caer dreist-ordinal;

Penevert ma voa goen oc'h Boyard vəa anval.

NEM. Da Renod a Mojis.

Bonjour, Chevalieryen, beitu evelse? Mojis.

Ez comp da Baris da ober eur bale,  
Da velet cun deves solanel bras meurbet,  
En deveus ar Roue a glēvan assinet.

RICHARD A NORMANDI.

Ia da, Otrone, c'houi a velo ember  
Ar pes n'och eus guelé pel zo eus a amzer.

NEM da Vojis.

Lavarit, den ancien, pa zit dre ar chanton,  
Ha c'houi och eus clēvet comz a vibien Emon.

MOJIS.

Ia clēvet avoalc'h amens comz aneze,  
Penos ez int capabl d'ober faç d'ar Roue.

RICHARD A NORMANDI.

Me a garfe Mojis hac e gender Renod,  
Aze el lēch ma zoch, evit cant scoet d'am lod.

MOJIS.

N'en dint qet qen diot d'en em foura en Franc;  
Gout a ozont pelet'h monet dā glasq o chianç.

NEM.

Piou an den yaouang-màn zo qen tscrubl monet?

Ne lavar gir abet; mud è sur, me a gred.

MOJIS.

N'en dê qet mud, Ourou, mes evit e gemzouz

N'en dint qet entenabl nemet da dud e vro.

RICHARD A NORMANDI.

Clēvit ta, camarad, gant ho marc'h caer ha goen,

Mar gerje e verza, me er preno certon.

Me a ya da Baris ha ma Cheval et moa,  
Pour gointz mon aigniotz, la courone du Roa.  
Nem.

Pelz le Roud abet er scotz tavar, qoz korehne,  
Na' duzout na gallec hac tye brezonec?

M'o ped il e excusi. Ottou, mar plij ganech,  
Va mab a zo yadoung, n'en de bet en ep lech;  
N'en deus qet disqet c'hoas expliqe e gomzou.  
Hogen gant an amzer me a gred e voeko.

RICHARD A NORMANDI.

Deut eta da Batis ha ni yel assambjes.

Demp eta, Odone, pa e ho madelez.

**P E M Z E C V E T D I A F Q S.**

OIS CHARLEMAGN haare sait instied

OIS CHARLEMAGN hostieg o evie

Eh bien, Otrone, ha choui dc'h eus quelet.  
Deut' tonz da Batis eus hon enemiet?

RICHARD A NORMANDI.

N'or'eus quelet i f'e bars En gullione,  
Nemet daou estramjouz a zo deut da vale.  
Hac bomp deut brevan Hent ma lavarentive  
E teuent da Batis vie ar solanies

CHARLEMAGN.

Gré, e meus Otrone, expos va c'hurunen,  
Ni a velo embert guchira roncelasen.  
Mes me vel o stofet nombr a gavallit,  
Souden ni a velo penos vo ar c'hoaz?

FOUGES.

Setu ni, Ampereur, tout ed em' b'reparec

Prest clos evit bale en heur ma comandet.

**CHARLAMAGN**  
Sonet eun sol trampilli chingin au signatog  
Ma velin o redec an eillien jeneral.

**SALOMON.**  
Son a ra am trampilli chingin au signatog  
Dud a admir Boyard livet en goen p'ini a voa chompt valer h  
SALOMON.

Ar march goen, Ampergho, e ar meistr apêzor  
Biscoas ne velis loen o vont gera pum hac

**CHARLAMAGN**  
Gantân e zaj ar pris certen erye velan  
Hac en chomet valerc h setuan ar hentan.

**SALOMON**  
Clêvit ta', Chevalier, et e ober justic.  
Rac c'houi, erve velan, e a verig ar pris  
Dalit ar gurunen pa och deut d'e gonit,  
Comzit ous ar Roze qent vit ma yêloc'h quit.

**RENOD** a gemer ar gurunen hac a lavar  
Me barlanta j'gane au qfemoue hac a garo ;  
Hac erve e gomzou me sur en resproto.

**CHARLAMAGN.**  
Deut aman, Chevalier, ma clêvîn, ha soare  
Me gred erfaez och que den a galite ;  
Hogen en assuranc mar doc'h iden, yertu  
C'houi och engid'z sanguen ougmarc'h zo  
Rac se layarit din m'apfed va signes coart  
Ha c'houi er gueizfe, d'ip euit dougen Roland.

**RENOD.**  
Mar doc'h yar, val a yâch euit dougen horis, Cé  
Clasquit sun all, Charles, n'go p'ges xavine.  
Ia, pa soferib din goendou ha taoulagad, Me a meus çoulz ha c'houi etom, eus sur max'bz  
Rac me a zo Renod ha Boyard e va march,  
Me a m'cua gonges le sanguen ayvalch, geru

Mé zispeñis affer ha bœa soudardet  
 Vit ober d'ech' brézel ha d'och oll Baronet.

### CHARLAMAGN.

Oh! va zud, saillit oll varlerc'h an den merchant;  
 Mar mir va c'hurunen, me a varvo presant.

### IDEON.

Achapet ê Renod an den fal inhumen!  
 Me gred ê an diaoul a zo ous e zougen.

### CHARLAMAGN.

Ah! den abominabl, execrabil hac impi!  
 Birviqen ne vouties dont mui d'am ofanci  
 Evel ma cheus bet grët bremant, den deloyal  
 Pa cheus dim-me laceré t'a c'hurunen roval.  
 Evidon-me a ell defesti va maleur;  
 Me gatse birviqen ne vrien Ampereur.  
 Evit ma na gavah eure d'am c'honsoli,  
 Me a gred e varvin gant ar velanconi.

### ROLAND.

Va lont Ampereur, mignon ar Francien,  
 Hac Impaler guition var ar bobl nobl Romen  
 Confortil ho calon humblamant me o ped;  
 Vit bout ho curutieh gant Renod anlevet,  
 Biscoas ravissamant vel ennes na goustaq,  
 Qen qes d'ar bobl a Droa, a Rom hac a Gartaj,  
 Evel sur ma vez e gurun da Renod,  
 Daouest peget fur ê, én deus grët eun tol zot;  
 Pa ê n'em degiset evit on afronci,  
 Ma vije n'em röet da anaout demp-ni,  
 Ni or biye miret hac ouz Mojis hac en,  
 Daouest d'o oll ardou ha d'o subtilite,  
 Penos ne stiponjent jâmes va c'hurunen,  
 En drouc dispit dëse ha d'o oll diaoullien,  
 Mes evit nep fortun ret ê n'em gouraji,

Ha c'hoas clasq ar voyen vit en em gonforur,  
Rac-se ta va Eont, crenyait ho calon,  
Me rey dêch en em venj eus a vibien Emon.

### C'HOUEZECVET DIALOG.

**CHARLAMAGN hac e suit.**

**AR CHEVALIER OLIER.**

Quement-ma a allomp oll da patibui  
D'an ard diaboliq eus ar sorcer Mogi,  
A voa n'em degiset evel den ancien,  
Renod a voa yaouang ha Boyard a voa goen,  
Ha pa voant evese o zri contrefeset,  
E voa impossubl demp o bca anaveet,  
Mes evit qementse na gollomp qet couraj,  
Ni a verso dêse eur vech o friponach,

**IDELON.**

Mac'h euifach' va avis, Ampereur Charlamagn,  
Ec'h esec'h d'ar Gascogn ep ober iam bragagn,  
Gant eun armé ponner evit tenra reson,  
Deus ar sorcer Mojis hac a vibien Emon,

**CHARLAMAGN.**

Ar resolucion a so grêt, va mignon,  
Rac birviqen james ne ra joa va c'halon  
Na vin' en em venjet eus an dud milliget  
O deus disenoret me ha va Baronet.

**GALERAN.**

Hon oll gontantamant hac hor brassa souet  
È sur oc'h asista, Ampereur redoutet,  
D'en eur venj gant justic eus a vibien Emon,  
O deus oc'h ofancet en lies a fêcon.  
Birviqen ne oufen nompri pegen lies  
O deus bet abuset demeus ho madelez;

Rac

Rac pa lazas Renod ho niz prop, va Roue,  
 Elech' goulén pardon digant ho Majeste,  
 E voe qen orgouillus da zevel eur c'hastel  
 Gant resolucion da ober déch' brezel.  
 Ebars er c'hastel-se e voe crouget Grifon  
 Ha diframet Hernier ep tam remission ;  
 Ha pa ne voa en Franc nep sourci a Renod,  
 E velan ez ê bei qen efrontet, quer sot  
 D'anlevi'r gurunen dre eur frigoneires,  
 En esper ober demp confusion ha mez.  
 Rac-se e concluàn Renod hac e gender  
 A die bout diframet ebars pêvar gartier.

### CHARLAMAGN.

Orus n'o goutdrôuzomp pelloch' dre or c'homzou,  
 Mes gieomp dê santout puissanç hon armeou.  
 Alôn eta, va zud, ret ê epqen apel  
 Brema zouden vasant bale oli var Bourdel,  
 Da laqat ar siej var castel Montobah !  
 Ni ranço en aprou zbara tri de amân.  
 Dêch'-u, va niz Roland, pa n'en doc'h qet coudard,  
 E roan-me ar soign demeus va avan-gard :  
 Cunduit anezi bepret gant guir galon,  
 Ha grit comz ac'hanoç'h en douar ar Gascogn.

### ROLAND.

Majeste redoutet, me o trugareca ;  
 Ous ho comandamant me a meus calz a joa,  
 Rac pel a zo e meus desir bras em c'halou  
 Da zont d'en em aprou ous bugale Emon,  
 Dreist pep tra ous Renod a zo ar mab éna,  
 Hac a zo brud partout er bed eus aneä.  
 Mea garfe em be digant an ên ar c'hraç  
 D'en em gaout en batail gant Renod fat a fac,  
 Choui a velse neuze, Baronet eus a Franc,  
 Donet da iselâr deau'e arroganc.

Y

## OIER-DANOIS

Me bromet d'ech, Roland, en presang Charlamagn  
 Qent évir ma vèzo, spisset ar ch'ampagn  
 E vo n'em bresantet d'ech, an occasion  
 D'en em aprou avo d'ech, oys bugale. Emone

## ROLAND

Rag ma juis po q'rent, Oier, es e meulez

## OIER

Ne laran d'ech netra na yolsoch an cfer.

## CHARLAMAGN

C'houi, Oier, ga oq'h campard de Roland,  
 Cunduit an ayant-gard, gantam par Villamans,  
 Fouques ha Ganelon, Galeran ha Ripus,  
 Idelon, Isakar, c'houi zo tud contalus  
 Rac-se me o supli da yonez gangiva.  
 Hac evel tud vaillant deut oll d'or secondis  
 Evit m'or bo ar c'hras eur, yeach, genc merveil  
 D'en em venu demous yadversourien mortel

## ISAKAR

Ni a zo, Amperer, prest, da oboissu

## CHARLAMAGN

Sonit an trompillon evit en em renja,  
 Sonarer an trompillon hac an tabourtou, hac a partier evit Gasoga

## TROPHÉE

## SEITHEART DE ALDOOT

soi a le CHAREMAGN hac e suit:

## ISAKAR

Me gred parsetamant, Amperer redoutet,  
 Ez ómp bremá assur tos; da Vourdel geniet  
 Bac me a vel duont casct ecer Montofan  
 Runan a grevva plas so ebars er bed-mari

## CHARLAMAGN

Me o ped, Oiron, Oier ha Roland

Y

Da dosiat d'ar c'hastel e hoa i gant ho regimant, A  
Ha ni chomo aman eut heubeut da repos,  
Ne safomp pavillon ebet evit segos.

## OTTER.

Doch oll gomandamant ez omp bepret fideli:  
Alon eta, Roland, tostecomp d'ar c'hastel.

An avan-gard a dosta d'ar c'hastel; ar Roué a chom er c'hamp.

## ROLAND.

Era omp, Otrone, en glichen Balacon,  
Emá a zo enir plaq a Recreacion;  
Ne bufemp bitviquet repos lioù armé  
Guel evit er plac-ma, me a bromet déch se,  
Poit aiffetahard, savet ar pavillon,  
Hac en eut plaq Hiel exposit va dragon,  
Da risquéte da Renod hac iv'e vleudeur  
Ez omp deuit da gefc hat curun an Ampereur.  
Rac me en tope ferm, dit va chouraj ardant,  
Drevaudie en tutius ha va c'hiez tranchant,  
Qent evit ma quitajn castel caer Montoban,  
Ma na tan en laqat en ludu hac en tan,  
Ha crouga bugale Eman e enilladou,  
Ma rin dê eur vach anaout ag hanon.

Sevel a rer eur pavillon, hac e lager eun dragon vargoue.

## SWEV O TUA AN OMKAR.

Setu, Otrou Roland, savet ho pavillon,  
Ha var ar beg ous crec'h exposet ho dragon:  
A deuitio ito var dro bepret en er gueler  
Magred e vo sotuzet an dud eus ar c'hartier.

## ROLAND.

Choui enteut Otter, qent ma vezó téval.  
Donet enn ianterieur et c'hoad da chasseur  
Neuz gant pizaddi fi zeuy a zlabel  
Da gonsideri pis fondamant ar c'hastel,  
Da c'host ha ni Velo ar plac hac an anoret.

A ve ar facila svit e gementet, a ve e oad zo oia  
OLIER.

Lavarit din, m'o ped, Otron ar Rinc Roland,  
N'e ve qet re hardi quitat, hon rejmant ?  
Marteze hon absanç a ve coz da c'hoarvoud.  
Eun dia dreit-ordinal a rafe demp hirvoud.

ROLAND.

No pet morc'het ebet, va mignon Olier,

Amàn eus Otrone courajus ha fier

Hac a zeuy da zisen fidel hor pavillon

Me ro dèch ar garg-se. Fouques ha Ganelon.

GANELON.

Otrone jenerus, mar fel dèch pourmeni,

Evit fet qementse e c'hallit mont hardi,

Rac ni laqay evez en durant oc'h absanç

Ne éruo nep troubl gant an arme a Franç.

OLIER.

Demp da oher eun dro eta, va c'hompanjon.

RIPUS.

Ha ni demp, Otrone, ive d'or pavillon.

### *TRIPAC' HUET DIALOG.*

RENOD, E VREUDEUR, Mois hac o zud.

RENOD *d'e bried.*

Salud, va fried quer, ha dèch oll, va breudeur,

Éru oimp c'hoas er gêr dre c'hraç hon Redempseur,

Ha grêt ganemp eun tol zo da gomz ancàñ :

Seit curunen Charles em pouar er vech-màn.

Pa velit anezi me a zonj ex c'kretset ;

Troinplet é bet Charles qercoulz hac e Brincet.

CLERA.

Assurit, va fried, ha c'houi ive, Moji,

Ni or boa sc'hanoc'h calz tlemeus a sourci.

RICHARD.

Ra vezò biuiget ar moment hac an heur.  
 Ma zoch var ar bed-mà ganet Renod, va breur.  
 Biscoas na Scipion, Alexand na Cesar.  
 Bars'en o vaillantis ne dint bet dêch-u pat.  
 Ne dalfe qet e mach, ni or boa calz a nech,  
 Va breur ha va c'bender, credit, balamour dêch,  
 Rac aon dre eur maleur na vijac'h anaveet  
 Pa ne voach nemet daou na vijac'h qemeret.

RENOD.

Nan, nan, va breur Richard, mad ec'h ellit credi  
 En qeit a ma vezò ous hor sicour Moji,  
 Ha va march'h mad Boyard iye ous va dougen,  
 Ne vezimp qet goassa gant hon adversourien.

AR SEGRETOUR.

Otron an Duc Renod, ha c'houi oll, Otrone,  
 Gant ho permission em eus ar volonté  
 Da laret dêch eun dra zo veritabl meurbet,  
 Assurin e allan dre'r pez a meus guelet.  
 Mar och eus goneet er ger eus a Baris.  
 Curunen ar Roue dre eun tol vaillantis,  
 E voar n'em resolvet qent evit pel amzer  
 Da verza'r gurunen mar geller dêch goell ger.  
 Ar Roue Charlamagn hac e oll Baronet  
 A zo ar veach-mâ a grenn n'em resolvet  
 D'ober dêch ar brezel etro pad ho puc:  
 Biscoas ne voe Roue qer fachet a ma zê.  
 Gant eun armie nômbrus é deut an Ampereur  
 Er Gascogn da gombat ha c'houi hac ho preudeur;  
 Anfin da ober dêch eun evelep brezel:  
 Laqet é ar siej dija var ho castel;  
 Hac evit ma voefot e comzàn gant rezon,  
 Ha c'houi avel duont savet eur pavillon?

Guir avoalch a lavar, me zuo an ansagn?  
 Enont zō da Roland, idol bras Chastamagn.  
 Roland en deus laret gant gloar hac arroganc,  
 E presanç ar Roué hac an Tadoa a Franc.  
 Ne chouenne nemet epqen occasion  
 Evit en em venji deus a vibien Emón.  
 Roland hac Olier o deus an avan-gard.  
 Gouscoude e velan ez int bet qen apard  
 Da vont qent otgoüllus er choad tla chasseal,  
 Ha beza confet o anseign en re all;  
 Enfin qer superb sint ma teuont da gompreh  
 N'en dē qet an douar sur evit o dougen.  
 Ma sentec'h diouzin bremâ, va chendervi,  
 Ni tofe da Roland c'hoas sur eun troatâ fii;  
 Rac mar gallomp eur vech disqar o favillon,  
 Ep nep difficulte ni or bo o dragon,  
 A zo en aour massif hac a dai sur arboan.  
 Terrubl e lugernfê var castel Montoban.

## ALARD.

Oc'h avis a zo mad, ya chender gourajus,  
 Qementse a gafen meurbet avantajus;  
 Ma halfemp eur vech atyap dragon Roland,  
 Certen en dese mez ha calz a nec hamant,  
 Ha choui a zo contant, larit din, ya breudeur,  
 E renifemp ar zaluô dud an Amperour,  
 Nemet an avan-gard n'en deus c'hoas aplaçez,  
 Hac e meus ar greden a repousfomp abres.

## CLEBA.

Ma heuilfac'h ya avis, Roland, va friede qey,  
 N'em em expqsfoc'h qet alesi en danjer,  
 Chomit en ho castel leos sésiv an poniow,  
 An nep laizeuy dico glâss, nemaz davoscavod.

**RENOUD.**

Chomit, en ho repos en castel Montoban,  
Ha laquit evez mat eus ar gurunen-màn :  
N'o pet get a sourci ganen, va fried ger,  
Ni vobar'guel evidoc'h petra zo da ober,

**CLETA.**

Dôue d'q[ui] preservô diouz anui, va zud qêz ;  
Ne yin, qet ep sourci qen à viòt er gêr.

**RENOUD.**

Ajòn, demp adare, va zud, secretamant  
Da c'hout ha ni allo cavet dragon Roland.  
Rac-se, va mignonet, na boltronet hini :  
Mar santont ac'hantomp e vo ret combati.

*Avant le royaume et le pavillon.*

**GUTHARDOU.**

Nebon, va breur Renoud, aze bet disourci,  
Ni deuy d'en am venji demêus hou enemik.

**FOUQUES.**

D'an armou ! Chevalieryes, betu ni surprenet,  
Ma na laqomp evez ez omp oll qemeret.

**GANELON.**

Pion zo éru aze ma crier d'an assot ?

**FOUQUES.**

Ar sorcer bras Mojisy viceudeur ha Renod.

**RENOLD.**

Ha sonjal a rit-a, forbanet epoñatong  
Donet d'or sujedi er vao eus ar Gascogn ?  
Goel e vije, bet dêch bet chomet, en Paris,  
Rac birviqen ac'hân n'en dect vari ho qis.

**IDELON.**

Evit qement a rit ous or gourdrous, Renod,  
Oc'h eus bet ajisset chars en termen sod,  
Bea n'em degisst dre art ar sorceres,  
Da suposat curu ar Ampereur Charles.

Qementse a disse coustout dèch ho pue:  
N'oc'h eus qet a respect mui evit ho Roue!

GUICHARD.

Da betrà respecti an nep n'om respect qet?  
N'oufe qet ober detup goassoc'h vit en deus gret.  
Ha c'houi, poltronet fall, divoallit ho croc'hen,  
En em renta ranxit, pe ferm en em difen.

Amà e comanç ar gombat.

GALERAN.

En em zicouromp mat, m'o pèd, va mignonet,  
Pe ez omp oll en taill da vea. qemeret.

RENOË.

Alon, va mignonet, redoublomp a gouraj;  
En em renta rancont, pe c'hoari poltronaj.

GALERAN.

Ra vezò milliget Roland hac Olier,  
Na deuont d'or zicour p'on eus brassa afer.

RICHARD.

Vit disqoel da Roland e meus er visitet,  
Me zigasso ganen e zragon alaouret.

Discar a ra ar pavillon, hac e tigas an dragon gentax. Ar musiq  
a c'habari evit anonoç an triomf.

GALERAN.

Ah! tud abominabl! lest ganemp hon dragon,  
Ha ni yélo ganec'h assur evit rançon.

RICHARD.

N'en denc rançon ebet evidoc'h, poltronet,  
Hogen me vel eifat penos ez oc'h carzet.

Ar Frantisienn em zoveta.

RENOË.

Evit hor plijadur on eus grêt qement-màn :  
Demp oll joáussamant da castel Montoban.

Renoë a bei zo dragon var castel Montoban.

TRIYAC'HVBZ

*N O N T É C R E F D' I A L O S.*

ROLAND, OLIER, etc.

ROLAND. est iron about 31

Me lar dêc'h, Olier, e zeus grêt eur burzud,  
Me gred ê Montoban qemeret gant vâ zud,  
Rac me vel vâ dragon laqet var ar c'hastel;  
Ar vech-mâ ez ê sur finisset ar brezel.

OLIER.

Ar c'hontrol a zo grêt e meus aon, va mignon,  
Rac setu d'an douar laqet hör pavillon.

FOUQUES.

Larit din, Otrone Roland hac Olier,  
Ha c'houi oc'h eus tizet nemeur eus a jibier?  
Mad ê bet ho chasse, me lar en guirione,  
Mar tal ar pes oc'h eus collet amân hiryel.

ROLAND.

Petra zo c'hoarveet? larit din, Ganelon.

GANELON.

Ne lavarin qet dêc'h. Ha c'houi vel ho tragon  
Zo laqet gant Renod var gastel Montoban,  
Souezet vo ar Roue pa velo anean.

ROLAND.

Penos, tud execrabil! Fouques ha Ganelon,  
Hac oc'h eus bet lezet anlevi vâ dragon?  
M'em boa roct ar gard dêc'h eus va rejimant?  
Me rîi o punissa, tud poltron ha mechant!

FOUQUES.

Eun den pa ve forcet n'en eus qet a lezen.  
N'or boa sourci ebet demeus an draitourien  
Po deus or zurprenet ental ar pavillon;  
Ni sonje voamp maro oll ep remission.

Z

Ma carjach' bout chomme ave-éon asistans;  
Ne voa qet ho irragon yaq casel Montoban.  
**ROLAND.**

Petra rin-me. **Olier;**  
Me meus aon na gociau opars en disespér,  
Pa sonjan bars en dro zo c'hoariet din-me:  
Ne greten del monet en presanç ar Rodez  
**OLIER.**  
Rét e n'em gonsolit va c'hamafad fidel;  
Qement-màn a zo tout fortunioù ar brezel.  
Ha ne ouzoch-u qet hep a heuill au armes  
A zo l'riq o coll ha vascloas o c'honne?  
**ROLAND.**

Anfin, crena a rân gant ar vorc'het ha spont.  
Penos n'em bresantin en presanç va Eont?  
**RIPUS.**

Och Eont a voar ze qercouylz hac ar re-all,  
Pends e quément-mà eur chant dreist ordinaat;  
N'em gonsolit, Roland, me o ped evit se:  
Grêt e vo och acord e qever ar Roué.  
**ROLAND.**

Me o ped humblamant. Otroy Comt' Idelon,  
Dre ma och den fidel ha d'am Eont mignon,  
Da vonet em reçet da l'avaret dean.  
Penos e c'hoarvret ganen ar maleus-màn.  
**DELON.**

Otzou ar princ Roland, l'am depuñit da se,  
Me rayo och acord e qichen ar Roué;  
Rac-se n'em gonsolit, Roland hac Olier,  
Me rento dec'h respond ep dale pel amzer.  
**ROLAND.**

Hé ni en em denhom p e plac ar pavillon  
Da c'horlo ar respond en devô Idelon.  
**FIN EUS AR BEVAKS ACT.**

~~Laus dei salutis mei regum et sanctorum.~~

~~A deo teutonice dicitur quod est.~~

**P E M P E T P R O O C**

~~Etiam quod dicitur de laus salutis mei regum et sanctorum.~~

~~Si quis sit papa ac saecula.~~

**C O M M O N D O M I S** amach, veronus phax distretq; q; vix o pede da exerec' o'cos a tho p'st'z'at'et' q; illi in i'li i'li  
Hac e' v'el's'ch' s'f'li d'm'z'uz'p'as' D'm'z'ed'q; i'li o lec's' Nemet ne raf'en d'c'h te demens a annu.

Guelet oc'h eus dija Rehod an den vaillant  
E c'hoari dilijant ean toll'bi'olda Roland,  
Qen na vœc' qer confus rentet Roland gant se,

Ne grede qet monet e presanç ar Roue.

Mar boe trumpet R'olando gant Bugale Emon,

Pa vel var Montoban exposet e zragon,

Ar Roue Charlamagn' a vœc' gye, d'alm' avis,

O sonjal en devoa grët e dud vajllantis.

Pa glèyas Charlamagn gant ar princ' Idelon

E'voa èt an dragon' gant bugale Emon,

E comanc' d'arz'ha' d'el'ez' p'st'z'at'et' iu'q'ne

Choant en: devoa m'm'co'q'a'g'h'la'q'or'g'u'no'as

Alafin e chevillon ayli em e Bajacek ab q'mos'om

Bois' yda o dat obes' aus la' sest cogib'e'k'as'

Ma ne alji d'her: d'el'ez' en venji ap'si tu ova

E t'ou'ya b'ress'am'ans en em b'recipi'je.

An oll en j'egerai a laras o avis

Evel ma entendent pepini en e c'bis.

Ma conclujont hébre ed o omphalifort? loz' lez' k'le

Nonpas c'heari die nerf oua bugale Emon

Göörde taat' a gauult e'voa m'liberteon'c' us

E ch'ostrijant' subit' eus o lesto'it' ton'li us sin' q'li

Goud a ouaq'la' erfar penos Benod Emon

En devoa curcujet c'hoar ar Roue Yop?

M'o devoa ar soupçon, darn a dud ar Roue,

E vijs zet Benod souveren' vathze.

Rac-se e' couseih'one ar Roue a Ch'assegh' or

Da zont da drabissa ar p'st'as Imab Emon,

N'eur livr' a m'ord' ar Roue qui? a f'sad' ouy!

Ha clasq' o' leh'as, t'ap'c'ap'q' n'go'z'g'jane' ob's'as

A voe rentet gen dû evel sur chiminal,  
 Evit disquel d'an oll dre exempl evidant  
 Ne dleer qet James goetza an inoçant.  
 Setu ar Pempet Act amàu, Oditoret;  
 Me o pêde da bresc o'hoas ho paciantet,  
 Ha ni rîi hor possabl, demeus hon oll ppuyoir,  
 D'o renta oit contant qent ma c'hesoc'h d'ar gêr.

*ACT. V.**QUINTA DIALOG.**CHARLAMAGN hac e suit.**CHARLAMAGN.*

Orsus, va mignonet, pa omp n'em disquiset,  
 Demp-ni bremâda glasq ar plaç hac an andret  
 Peini a ve prop da repos hon arme:  
 Tostaomp da gavet va niz Roland iwe.

Guelet a riañ d'fagôa var castel Montoban, hab e erl gantjez  
 Ra vezo ar moment hac an heur biniget  
 Ma zê var ar bed-mâ va niz Roland ganet!  
 Qetmeret ê gantân castel caer Montoban,  
 Rac me vel ya zragon var an tour huellân.

*IDEION.*

Sire, ar c'hoantrel crenn zo siouas c'heardeet:  
 Ho niz ar Prinç Roland a zo bras glac'haret,  
 Balamour d'euf maleur so éruet gantân;  
 En de coulz hac en nos ne baques da vouelân.

*CHARLAMAGN.*

Petra zo choaryeet? larit idin, va mignon.

*IDEION.*

Me lavarô dec'h Siz, gaes! ho permission,  
 Goude bea savet gandosp'hor pavillon,

Hac quan ènysg ihuel 'exposest' an dragon. —  
 Vit ma vijo guelet gant ar bobl ar c'hamton.  
 Roland hac Olier o devoa bolonte  
 Da vont ebars er c'hoad da ober eur chasse,  
 Renod hac e vreudeur en durant o absang  
 O deus von ataqet gant qer bras vielanc,  
 Anfin m'o deus dre nesvan dragon anlevet,  
 Ha ni bet oll en taill da vea qemeret.  
 Setu aze'r sujet, Ampereur puissant,  
 Ma è qer glac'haret ho niz ar princ Roland,  
 Ha ne greté biyen Donet en ho presanç,  
 Ep bea goulennet diganêc'h assuranç.

## CHARLAMAGN.

Petra dal dîn bea Ampereur ha Roue ?  
 Nemet an eit maleut nêmeus var egile.  
 Pa sonjân n'insolang Renod an den impi.  
 Ne dalfe qet e nac'h, me fel dîn arajit.  
 Possub ve, va Doue, penos c'hoas eur veach,  
 N'o pe qet madeles da ober dîn ar c'hraç.  
 Qu'zqâs dîniem venji eus a vibien Emon !  
 Ne reont dîn biende nemet confusion.  
 Va migwgn Idelon, lavarit da Roland.  
 Donet prestidam chavet én hac e rejmañt :  
 Assurit aneào e meus er pardonet ;  
 Gant ma vezò furoc'h en amzer da zonet.

## IDELON.

Sire, me rayo se, ne vezò manq ebet.

Sortiak a reont.

## ETILOVET DIALOG.

ROLAND hac e Oficerien.

## IDELON.

Qêlou mat oc'hens bet, Roland, gangsoch Eont.  
 Rac-se dent d'engast mao'ped prest ha prent ;

\*\*\*

Me gred en deus c'heat da obtemperance,  
Rac ge deat d'e gavet m'o ped, gant dilijance.

ROLAND.

Demp eta da gavet va Eoent op tardivo  
Rac mar daleomp ro or bo e facherie.  
Roland a bari da vent da c'houlen pardon oujez.

*T R I V - E T . D I A B O C .*

CHARLAMAGN huc e sutt.

ROLAND.

Pardon a c'houlenan, va Eoent admirabl,  
Me a ansao va for, me voas er on coupabl,  
Da ve' abandonet ganet, va rejimant;  
Hogen me bromet dêch, Ampereur puissant,  
Me a vero furoo'h en agizer da zonet,  
Eget sur ma òn bet en ini tremenot,  
Atao e meus clêvet tud fur o lavaret;  
Goella squient a zo é ar sqrent pseenet,  
Mat en deus grêt Renod den eun tob frisonet,  
Me dacho d'er pêa epi arêu pel bras.  
Mar en devoa desir da gavet va dragon,  
E ileje e gerchat pa voeu em pavilhon,  
Ha nonpas e gomer ebars e lacheie;  
Hogen, me en tou dêch, me bô dean ze.

CHARLAMAGN.

Evit ar vteach-màn och excusàn, va mis,  
Gouscoude eur vech-ali na vit qet disourci;  
Bras oc'h disenoret gant bugale Emon,  
O vea anlevet gante sur ho tragon,

FOUQUES.

Ampereur Charlamagn ha c'houi Tadou a Franc,  
Me laro dêch eun dra gant calz eus a grevanç,  
Penou em eus apa bras. na altemp birviqes.

Donet d'entendement venji deus ead aduersouien,  
 Recouvrement ma ientut couraus ha vident  
 A gement a gaset d'indan tar fismamant,  
 Emaugante Mojis; ar subtila sorcer,  
 A ra ar pez a gardre atdou Lucifer.  
 Matto deus an dragon, ar guronement,  
 Ez e certen Mojis e a ra qementee:  
 Ha dre ars pez dre nierz e sint moyon bepres,  
 Evil non rovinat bep heur ha pob monet.

## ISAKAR.

Guir e, Fouques, ar pez a lavarit bremant,  
 Biжен e de nierz ne ve qemere Montoban,  
 Rac mar boa Rochefort plac crén hac imprenabl,  
 Montoban se crénvoc'h, serialzo vérifiable.

## NEMO.

Sire hac Ampereur, bea meus bolente  
 Da l'avarie eus era dirac thô Majesté,  
 Pint a zebhat din a zo ar gowic voyen,  
 Da zont d'entendement eus boa aduersouien,  
 Pa na aller dre netz, ret e dre finesse  
 Essat ergha eur pech d'ap bouet subtilise,  
 Rac-se e ven'avis déch'h; Ampereur guion,  
 Da gass l'ambassadeur bete ar Roue Yon,  
 Da soumetti ancâh ep'ober tam caqet  
 Mar na gar renta déch'h erac och ouemiet,  
 En deus bet repuet en e Rouanteler,  
 En er grefoc'h capis epad oll vuez.

## CHARLAMAGN.

Ah ! Duc fur ha prudent evel eur Salomon,  
 Och avis a bñj din bet assur, va mignon.  
 Mar am be ar victor var va aduersouien,  
 E vo chouït a vo cos, ha non pas ini qen h,  
 Ret e cass eun' expres bete ar Roue Yon,  
 Orsas veta, e Bigas, e bñj a zo va mignon.

Rac-se abo teputan evel eun den fidel  
 Da-vant bremâ-souden bete's gêra, Veydel,  
 Evit demeus va feurs lavarat da Yon. A  
 Ma na gaç renta din ar pêvar mañ Emon,  
 En deus bet repuet ebars en e zouar, is si A.  
 Me en zou dre va septir me rîi deân glaçhat,  
 Rac me er chasseo deus e Rouantelez, si A.  
 A zeny d'en exila en durant, e vuez, si A.  
 Hogen ar c'horto voar orent em ponyperz,  
 Me a bromet deân e vo va mignon quer,  
 Me stagoneun duch'eus e Rouantelez, si A.  
 Mar car dont da nobet evue ses belonbez, si A.  
 RIBUS. Je deus e rameau  
 Roue nobl ha vaillant, gant joas vras em c'halon.  
 Me rîi en o reget prest ar gomission;  
 Rac mat carfei Yon bout eun neubent traiteur,  
 Ec'h alfe renta dêch' cerien ec'h adversoir.  
 Mes qent se gousconde bea am eus douetang.  
 Abalamour ma eus entreze alianç,  
 Martezee rayo Yon difficulte,  
 Oc'h accepti sei dêch' ho coulen, va Roye.  
 Mes anfin me glêvo petra a lavaro.  
 Adieu dêch', Otrene, qea ayshan distro.

## CHARLAMAGN.

Ha ni en em deconom, valzud, d'or pavillon,  
 Da c'horto ar respoñor be digant Yon.

## PÈVARVET DIALOG.

AR ROUE YON, EUR PAJ, EUR SECRETOUR.

YON.

M'o ped, va Secretour, va mignon quer Goustard,  
 Deut d'x amazô emzin, ha ya yet, quer coyard,  
 Haç éngaz veritable eus idra am eus clêvet,

Penos

Penos è Charlamagn en Gascogn antreet  
Evit livra combat d'ar pêvar mab Emon :  
Mar dê guir qementse eus glac'har em c'halon.

## GOUSTARDE.

Assurit, va Roue, ze a zo guirione ;  
Biscoas ne voe guelet sur terruploch arme  
Evel zo en Gascogn abaode tri devez,  
Ha a zo, à lerer, d'an Ampereur Charles.  
Laqet é ar siej var castel Montoban ;  
Me gred en ber amzer eus c'hoant da zistrujan.  
Renod hac e vreudeur hac ho c'hender Moji.  
Daouest eta penos e vo an disparti ;  
Diouz a c'hoarveo em bo qeun da Renod..  
Mes me vel o tonet d'or c'havet eun herot.

## RIPUS.

Salud, Roue Yon, a Chascogn Souveret ;  
Me deu d'o caout abeurs Roue ar Francisien,  
Evit lavaret déch eun dra ne ouzoc'h qet,  
N'o po qet calz a joa me gred ous e glêvet.

## YON.

Otron Ambassadour, me zo ho servicher ;  
Lavarit ho peach ebars en langaj ber.

## RIPUS.

Ne douetan qet, Sire, pénos oc'h eus clêvet  
Ez è ar Roué Franç en Gascogn antreet,  
Evit rîi ar brezel da vugale Emon,  
O deus en ofancet dreist mesur ha rezon.  
Rac-se on députet certen, Roue Yon,  
Da zonet dà ober déch eur somacion :  
M'o pezo dà renta d'ar Roue deus a Franç  
Ar pêvar mab Emon, ia gant dilijanç.  
Ma na rit an dra-se, en deus touet penos  
Ne lezo birviqen ac'hanoc'h en repos ;  
E teny d'o chasseal eus ho Rouantelez,

Hac ho rento captif ar rest eus ho puez :  
 Et chôntrol, mar qirit dont d'o livra deân,  
 E vezò ho mignon, me en tou déch amàn,  
 Hac e feuy da gresqi c'hoas ho couarnamant  
 Demeus a eur brovinç a réy déch a bresant.

YON a goe qazi semplet hac a lavar.

O qêlou efroyabl, violant hac hardi !  
 O Doue, ya C'hrouer, pebes nevezenti !  
 Ous er glêvet ez on xentet dal ha bouzar,  
 Ha ne meûs qet a nerz da chom var an douar.  
 Possubl ve, ya Doue, e ven-me qen ingrat  
 Ma téufen da renta an droug evit ar mad !  
 Donet da drabissa, pa sonjan c'hoas eur vech ;  
 Nep en deus delivret din va Rouanielez !  
 Ne dalfé qet e nach, ho peach, va mignon,  
 En deus roet ean tol mortel din em c'halon ;  
 Ho tomzou zo garo, violent, divergont,  
 Nen de qet tra facil réy déch bremâ respont.  
 Rac-se o suplian, Otrou'n ambassadeur,  
 D'en em gavet amàn var dro diou pe deir heur,  
 Mac'h allin consulti érfat va aferiou,  
 Ha mé roy déch respont ebars en ber gomzou.

#### RIPUS.

Var ze, Roue Yon, me ya da sortia,  
 Adieu a lavarân, qen a vezò bremâ.

#### YON.

O qêlou qer funest, inhûmen ha barbar !  
 Me a gârfe e yen, va Doue, en douar,  
 Rac neuze ne ven qet en obligacion  
 Da oblija Charles vit bugale Emon.

#### GOUSTARD.

Sire, ne dal qet déch donet da zeplori :  
 Erve medin afer e ret delibéri  
 Petra eus da respont d'ar Roue eus a Franc :

321

227

Ennes zo eun' afer demeus a importanc.

YON.

Clévit, vā Secretour, me o pied da vonet  
Bremâ soudent vantant da gavet va Chomtet;  
Larit dē dont ganêch ive gant dilijanc,  
Rac c'hoant am euš da gaout gante eur gonferanc.

GOUSTARD.

Sire, me a rei se gant pep sort dilijanc,  
Me ya da bartia bremâ en ho presanc,

YON.

Me o ped, vā Fajet, pa omp amâ hon tri,  
Da zont da lavarat ive och avis din  
Petrâ meus da ober demeus ar seurt gelou;  
Mar trahissan Renod en dispet din vezo.

AR CHENTA PAJ.

Ne gledan e ve den, Sire Roué Yon,  
A rose dêch conseil da ober trahison,  
Dreist pep tra da Renod zo ho qar aliet,  
Hac en deus servich mād, vā Roué, dêch rentet,  
Goustard à zorti, hac a antre eur momant gonde gant ar Chomtet.

*PEMPET DIALOG.*

AR ROUE YON hac e'stut.

YON.

Otrone va Chomtet, avancit ho paziou,  
Me meus da gonferi ganêch eur goal gelou,  
Peint a gonsis en ruin mibien Emon  
Potramant va ini, n'en deus qen question.  
Ar puissant Charles, Ampereur ha Roue,  
En deus digasset din eur gannat em bete,  
Hac en déveus roet din eur somacion  
Ma na garan renta ar pevar mab Emon  
Ebais entre daouarn an Ampereur Charles,

**E** teuy d'am chasseal eus va Rouantelez,  
Hac em rento captif epad ya oll buc;  
Deliberit, va zud, bremâ var gementise.

**GODEFROA.**

Ganêch on souezet terrubl, Roue Yon,  
Pa c'houlennit conseil da ober trahison,  
Dreist pep tra da Renod peini so o qar,  
Dre ma êho preur-caer, ha c'hoas pried d'o c'hoar!  
Ha! nè veritit qet an hano a Roue,  
Mar consantit biqen trahissa ho ligne.  
Me o ped, va Eont, d'ober reflexion;  
Pa rentas dêc'h Renod ar Sarazin Bourgogn  
E prometjoch deàn en presanç ho Comtet  
Er zicourjac'h fidel ous e enemiet;  
Rac-se pa na fel dêc'h bremâ bea loyal,  
Roit dê o c'honje da vont en eur vro all;  
Pa na vont qet dindan ho tominacion,  
Ne ranqfoc'h qet respont a vugale Emon.

**MONBANDEL.**

Eur proverb a lavar pel zo eus a amzer,  
Penos è faciloc'h laret evit ober;  
Mes me al lavaret, Otrone, gant rôson,  
N'el qet en em excus james ar Roue Yon.  
P'en deus mibien Emon en e vro repuet,  
Ne die qet permeti e vent sur trahisset,  
Dindan boan da vea disqaret e gêryou,  
Ha laqet ar iavach var e oll zouarou,  
Hac c'hoas memes en taill da vea distrujet;  
Getu petra a zo; dious-tu delibéret.

**HECTOR.**

Ha possabl ve penos e vemp qen dinatur  
Ma rentfemp eun afront evit eur blijadur!  
Servich vrás a rentas demp bugale Emon,  
O tont d'en délivra a dre zaquarn Bourgogn;

Mar geuillit va avis, me laro dêch ep mez,  
 Na refoc'h qet seblant a chourdrousou Charles,  
 Qeit a ma vo Renod hac e dud en bue,  
 Ne vezoc'h qet goassoc'h, credit se, va Roue;  
 Ha mèmes oblijet och ive d'o zicour,  
 Dindan boan da vea disleal ha traitour.

## AR C'HOMT ANTON.

Me a lavaro dêch, Otrone, gant rôson,  
 Peagouls ec'h allit assista hor mignon :  
 Et zicour a hit, me lavar dêch penos,  
 Pa n'en doc'h qet ive interesset er gos ;  
 Mes mar be eun afer eus ho prop interest,  
 Ec'h allit en instant en em deuu a boan prest.  
 Ni zo interesset en ze coulz ha Renod :  
 Chom en poan evit den a ve demp eun dra zod.  
 Rac-se ta, va Roue, me a so avis dêch,  
 Na chomfec'h evit den er bed ebars en bec'h ;  
 Tachit rôy e c'houlen buan d'an Ampereur,  
 Hac o qaro bepreat fidel evel eur breur.

## AR C'HOMT DANJOU.

Anfin coulz ê abred evel a ziveat ;  
 Perissa a ranqont dre'r pez ma zint coupabl ;  
 Coupabl ê sur Renod laza'n ti ar Roue  
 E niz prop Bertelot dre eun tol lachete.  
 Evit se n'en d'int qet en em humiliet,  
 Mes en em laqet int evel tud revoltet  
 Da zerc'hei daouzec vla ha davantaj bresel  
 D'ar Roue Charlamagn zo o Finç naturel.  
 Imposubl ê da zen laret gant guiryone  
 Pegement o deus bet domajet ar Roue ;  
 Rac-se me a ro dech avis mat evit se ,  
 Penos ne dieit qet ober dificulte  
 Evit renta mibien Emon d'ar Roue Franc ,  
 Rac mar dalcit c'hoas, neus mui a esperang.

YON.

Setu grêt ar c'honseil hac ar gonclúsion,  
 Hac ar muia moeziou zo vit'an drâbison !  
 O vaibreur qér Renod ! contraign on ar vech-mâ  
 Da livra ac'hânoc'h d'oc'h enemi brassâ.  
 Biscoas sur'trahison ne voe qen' inhumen;  
 Hogen eun den forcet n'en deus qet a lezen.  
 Oll oç'h eus, Otrone, contet oc'h avis din,  
 Mes me a renq ive conclui va'ini;  
 Sortiit eun neubeut, me o ped, Otrône,  
 Ma valâncin erfat ar gos'a' bep costé.

AN EIL PAJ.

Me o ped, va' Roue, confortit ho calon,  
 Rac, hac o pe livret ar pêvat mab' Emom'  
 Entre daouarn Charles, Roue démeüs a Franç,  
 Ne ve qet c'hoas capabl da ober dê ofanç;  
 Rac an Tadou a Franç a zo oll querent dê,  
 Hac'a rîyo o feoc'h en qichen ar Roue;  
 Hac int eus o c'hoste zo tud ar vaillanta,  
 Ha ne vo qet facil donet d'o distruja.

YON.

C'houi zéu, Pajic bian, d'am' c'honsoli muia,  
 Rac-se, va Secrétoùr, comâncit da scrifa;  
 Rac me meüs ar gredanç evit nep trahison  
 Ne êruo, me gred, gant bugale Emom.

AR SECRÉTOUR.

Petra eta Sire, a laqîn da genta ?

YON.

N'em laquit qet en poan', me a ya' da zicta.  
 Script azé qenta d'ar Roué deus a Franç  
 Penos er saludan gant c'âlz gônseqanç,  
 Hac o c'hortos monet ebars en' personach  
 Da renta humblamant d'e Vajeste omach,  
 E tevau d'ez va scrit da demolghi bremâ.

È va brassa souet oboissa deàn ;  
 Ha p'aïn ped da livra deàn en bér termen  
 Ar pêsar mab Emon e voel adversourien ;  
 Eus a greiz va c'halon m'en em oblij da ze,  
 Moyenant ma talc'ho fidel d'e bromesse.  
 È plenen Voucouleur vò ar plaç assignet :  
 Ma o rentin varc'hoas o fêvar diôrmet ,  
 Nemet da viana epqen o t'hlezeyer .  
 Branq'du glas en o dorn vit m'o hanavefer ;  
 Pa vint rentet eno er gis-se diôrmet ,  
 Ec'h allo Charlamagn facil o c'heperet .  
 Setu aze ar pes am boa c'hoant da scrifa :  
 Deut' amâ, Secretour, me a ya da sîna :  
Da Rîpus, pêni a autre.  
 Clêvit, Ambassadour, laverit d'ar Roue  
 Penos e rân pep tra ervez e volonté.  
 Setu amâ eul lizer, m'o ped d'e réy deàn :  
 Acomplisset vo zur ar pez a zo ennâ.

## RIPUS.

Me o trugareca , Roue nobl ha guirion ;  
 Pa roit diñ va mennat, em eus joa em c'halon.  
 Me a ya da anonç qementse d'am Roue .  
 Adieu eta , Sire, gant peb humilité.  
Sortial a ra, hac ar O'homt a autre.  
 YON.

C'houi och ens , Ottone , noet conclusion .  
 Ma vije trahisset ar fêvar mab Emon ;  
 Rac-je e conduoc'h Remod hac e vrqadeur .  
 Var arc'hoas da greis-de da bieren Voucoupur :  
 Eno e réi Charles danet a ambusqi  
 Eun daou-e'hant den armet evit jorassoni .

## AR C'HOMT ANTON.

Sire, ni a réyo evel ma leveret .

## YON.

Demp all da Vontobas, hogen hezit seyes .

Setu grêt ar c'honseil hac ar gonclúsion,  
 Hac ar muia moeziou zo vit'an drâbison !  
 O va'breur qér Renod ! contraign on ar vech-mâ  
 Da livra ach'anoc'h d'oc'h enemi brassa.  
 Biscoas sur' trahison ne voe queu inhumen;  
 Hogen eun den forcet n'en deus qet a lezen.  
 Oll og'h' eus, Otrone, contet oc'h avis din',  
 Mes me a renq ive conclui va' ini;  
 Sortiit eun neuibeut, me o ped, Otroné,  
 Ma valancin erfat ar gos'a bep coste.

## AN EIL PAJ.

Me o ped, va' Roue, confortit ho calon,  
 Rac, hac o pe livret ar pêvat mab Emon  
 Entre daquarn Charles, Roue démeus a Franç,  
 Ne ve qet c'hoas capabl da ober dê ofanç;  
 Rac an Tadou a Franç a zô oll gerent dê,  
 Hac'a rêyo o feoch en qichen ar Roue;  
 Hac int eus o c'hoste zo tud ar vaillanta,  
 Ha ne vo qet facil donet d'o distruja.

## YON.

Choui zéu, Pajic bian, d'am' c'honsoli muia,  
 Rac-se, va Secretour, comanicit da scrifa;  
 Rac me meus ar gredanç évit nep trahison  
 Ne êruo, me gred, gant bugale Emon.

## AR SECRÉTOUR.

Petra eta Sire, a laqin da genta ?

## YON.

N'em laqit qet en pôan, me a ya'da zicta.  
 Scritif aze qenta'd'ar Roue deus a Franç  
 Penos er saludan gant c'atz gônseqanç,  
 Hac o c'hortos monet ebars en' personach  
 Da renta humblamañt d'e' Vajeste omach.  
 E teuas die va scrit da demolighi bremaz.

È va brassa souët oboissa deàn ;  
 Ha p'am ped da livra deàn en ber termen  
 Ar pêsañ mab Emon e voel adversourien ,  
 Eus a greiz va c'halon m'en em oblij da ze ,  
 Moyenant ma talc'ho fidel d'e bromesse .  
 È plenen Voucouleur vò ar plaç assignet :  
 Ma o rentin varchoas o fêvar disarmet ,  
 Nemet da viana epqen o c'hlezeyer .  
 Branq'du glas en o dorn vit m'o hanavefer ;  
 Pa vint rentet eno er gis-se disarmet ,  
 Ec'h allo Charlamagn facil o c'hemeret .  
 Setu aze ar pes am boa c'hoant da scrifa :  
 Deut 'amà, Secretour , me a ya da sîna :  
Da Rîpus , peini a antres  
 Clêvit , Ambassadour , laverit d'ar Roue  
 Penos e rân pep tra ervez e volonté .  
 Setu aman eul lizer , m'o ped d'e réy deàn :  
 Acomplisset vo zur ar pez a zo ennàn .

## RIPUS.

Me o trugareca , Roue nobl ha guirion ;  
 Pa roit din va mennat , em eus joa em c'halon .  
 Me a ya da anonç qementse d'am Roue .  
 Adieu eta , Sire , gant peb humilité .

Sortial a ra , bat ar O'hommet a amre .  
YON.

C'houi och ens , Otrone , noet zonclusion .  
 Ma vije trahisset ar pêvar mab Emon ;  
 Rac-sec e conduoc'h Remod dac evrqadet  
 Var arc'hoas da greis-de da bieren Voucoupur :  
 Eno e réi Charles danet a ambusqi  
 Eun daou-e'hant den armet evit orassoni .

## AR C'HOMT ANTON.

Sire , ni a réyo evel ma leveret .

YON.

Demp all da Vontobas , hogoz hezit beezeg .

*C'HOUEC'H VET DIALOG.**CHARLAMAGN hac e suit.**RIPUS.*

Distro òn, va Roue, deus va c'homission;  
 Bet em eus eur respont digant a Roue Yon.  
 Setu amâ'l lizer en deus bet roet din,

*CHARLAMAGN.*

Roit-i din, Rípus, evit ma e lenñin.

Goude bea leunet al lizer,

Setu ni en òn tof bremâ, va mignonet,  
 Rac ar Roue Yon en deus din promeuet,  
 E rento din varc'hoas Renod hac e vreudeur,  
 Varc'hoas oll dišarmet en plenen Vocqueur!  
 Rac-se e ranço mont bremâ daou rejimant,  
 M'or bo', beo pe varo, ar pêvar den mechant.  
 Choui gundai unan, Fouques de Morillon,  
 Hac a yélo ganêch' Rípus ha Ganelon;  
 Galeran, Isakar, hac ar Princ Idelon,  
 A yél ive ganêch' pa int tud a galon.  
 Ha choui, Ojer-Danoa, soive den vaillant,  
 Me a ro déch' ar garg eus va eil rejimant,  
 Hac a yélo ganêch' evit o secondi,  
 Nême ha Salomon, Richard a Normandi;  
 Rac-se nep en deus c'hoant da vea va mignonet,  
 A ranço renta din ar pêvar mab Emon.

*OJER-DANOA.*

Ni a réy hor possubi ma veont qemeter,  
 Petra benac ma int tud couraus meurbet.

*CHARLAMAGN.*

Grit eta ho tever, m'o ped, va mignonet:

Ni a ya da boumgen, rac-se bezit secret.

*OJER.*

## OJER-DANOA.

Demp eta, mignonet, bremâ da Vocouleur;  
 Da c'hout ha ni allo contanti'n Ampereur.  
 Mar galler eur veach qemer mibien Emon,  
 Neuse e vo rentet assur yac'h e galon.  
 Marchit aroc, Fouques, p'o c'heus maya a dud,  
 Ha ni a yêl varlerch ive ep ober brud.

FOUQUES. Mont a reont en heul.

Orsus, n'em aretomp ama, va mignonet,  
 Èru oomp er vech-ma er plaç hac en andret  
 Elêc'h ma voa roet an assignacion  
 E vije rentet demp ar pêvas mab Emon.  
 Ma ve c'houi a heuillfe, Ojer, va zantimant,  
 E separfemp bremâ hon daou rejimant:  
 Mont unan d'ar penn-ont hac un all d'ar penn-mân,  
 Hac e chomfomp coachet ebars el lann vrás-mân,  
 Ha neuse var arc'hoas pa velimp o tonet  
 Renod hac e vreudeur evelse disarmed,  
 Na vezomp qet couard d'en em strincâ varne,  
 Mes destumomp anê en creis an diou armé,  
 Hac evel forbanet garotomp aneze,  
 Hac anfin o rebomp er stat-se d'ar Roue.

RICHARD A NORMANDI.

En assuranc, Fouques, c'houi lavar gouir bremân,  
 Rac-se pellêt duont ha ni chomo amân;  
 Ha neuze var arc'hoas ar c'henta o goelo,  
 A laqayo tactal son an oll drompillou,  
 Ma saillfomp assambles da sezissa anê:  
 Ne on ha ni allo re facil ober se.

GALERAN.

Na dñe gir aze gant ar vez. Ha c'houi gtet  
 E resisto pêvar'ous daofic'hânt den armet?

NEM.

Qent ma vint qemeret, me abromet déc'h se,

E vo enq al lanngâ, daquest peget bras t.

### SEIZNET DIALOG.

**RENOD** hac e dud.

**RENOD.**

Mé gred bremâ Rojand hac e cont Charles  
Ordeus ar vêach-mâ leis o chroc'hen a vez,  
O velet o zragon var touzel Montobau :  
Poan galon o deveus pa velont ancân.

**AR SECRETOUR.**

N'en deuadéch da laqât douetang ebars se ;  
C'hoariet von leus dê eun tol subtilité.  
Hogen ; Otrou Renod, me lar déch eun asfer  
Yon hac Emonet a zo éru er gér ;  
Ho taou mabic bian'a di ho magerez,  
Brava daouogrouadur zo o tougen buez.

**RENOD.**

Ho choat éruiez ê er gér an daou ganfard ?  
Qerchitio, m'o goelfomp, me o supît, Alard.

**ALARD.**

Me auyâ da vit-e certen ep nep retard.  
Digas a ra aat d'o zad, peint a taillante dz boqat de.

**RENOD.**

Bonjour va bugale Yon hac Emonet ;  
Pêvar bla antier zo n'em boa qet a qoelet.  
Bremâ lavarit din ha choui vo eur veach,  
Evel oc'h eontet, tud demeys a gourach ?

**EMONET.**

Mar plij gant va Donec dre o vouir Brovidanc  
Donet da rêt, deppenj couraj ha puissaq,  
On sys ar volonté, va zad, va septet, niot  
Da zicour ac hanoc'h oppi oc'h enemiet.  
C'hez e fel deppenjet sys dan houïor adens.

Ne gredan qet me meus ē trofemp eus hon hent.  
Richard.

Ha c'houi a gleo, Renod, Emonet, ho map ena.  
E pe his e parlant qer couraus dia?

Ak Roue Xon.

Salud, va breur, va c'hoar, ha c'hour, va nizes  
Ha c'houi, Chevalierien, oll en particylier; Ha  
Deut on d'o pisita dre gajante barfet,

Da laret dēch eun dia o siéy rejouisset.

Renod.

O va Roue guirion, s'ouyeren hac Otrou!

Deut mat vioz heprez ha c'houi hac honq'elenc

Ha ya prudenter ha me al vos sur glac'hater

Rac or bize, Sirs, eun demarch benac grēt,

Pejai, ab vije c'adrol d'o polonç, ov o senzal

Pañor, visigec'h, qer alicuya Roue.

Misval esch ou der Yonneur des nobz esch leff

Va breur, s'ouyach qet bobet nem i papez fêceant

Biqen nesicaz ne dreisti ya q'opinjord oll

Pañor, bec'he leodez Dore dre Brovidahgo

Donet d'agoracti erzompr alauç, ne eis d'ez

Me meus contribuet hac et de hac en nos

Da gavet d'achemoykp ida veva ed abposoamis

Rac-ze, the laver, des'housandra dre assuraçz

Me meus grēt ic'hacard gant ar Relic al François

Gant ar gondision misr'efobihet uefetog d'ez

Ar pez a zo antier entrez'p concluet.

Renod.

Me h'ostetodite hoy figre h democia langalon vadof

Pa ve ret din scuillazza fandz eus va goad

Evit obamet fnozh gant ar Roue za France

Me rēy s'zojdzus krasuez idet c'ntesa aport

Lavariz, d'mojszakeneq'ha and nov'gat,

Me en discléryo dég'h ne ves qet arêt :  
 Lavaret en deus dia en o pardono tout,  
 Moyenant ma teufet i've d'en anaout,  
 Hac enfin ec'h êfoc'h ho pêvar e vete,  
 Evit goulen pardon digant e Vajeste,  
 Engant humilité renta deau homaj,  
 Hac i'en o recevo c'hoas ebars en e chirag.

RICHARD.

Ni réy tout qementse; credit, Rôue Yon;  
 Hogen pelêc'h e vo en assinacion ?

Ebars en Vocouleur, eur plac eus a blesanc;  
 Elêch ma vo Charles hac an Tadou a Frâç,  
 Pere en eua gavo da ober peoch ganêch;  
 Mes ret e vo dêc'h mont er form ma larin dêc'h;  
 Rac m'oc'h eus Charlamagn qen terrubl domajer;  
 En deus dout ac'hanoëch, hac en deus lavaret  
 Pense et rançit mons disarmed e vete,  
 Nemet ho clezeyer epqentus ho coste;  
 Neuze en tho taouarn e touqsoi branqou glas;  
 Evit sin eus a beoch. Setu eno'n omaj.

RENOS.

Balamour da Zoue, teclit ple, wa bœur qes,  
 Rac soupconi ran calz var amitié Charles;  
 Rac mach alse caver laç hanomp disarmes  
 E rafe gant malç obet hoc e homeroz.

Bea è den d'e chir, causebet assuet,  
 Rac se ec'h gallit mons d'orgivet divorce.

Isog iv aco. RICHARD. Me deus d'o coajusi bremé, Rôue Yon deus.  
 Ha c'hoia en fallo déch qemeti trahison ?  
 Rac mag'h opem si peasp'gen au rojante y raynde

Birviqen eur c'hart-heux ne ehomfec'h en bue;  
 Rac me a zant erfat e fel dêch concui  
 Hor c'hass evel dênet da daga d'ar bleizi.

## ALARD.

Renod, va breur ena, dreist pep tra m'o supli  
 Na hefomp qet disarm dirac hon enemi.  
 Birviqen Charlamagn ne oufend da garet,  
 Aboe ma permetas laza an Duc Beuvet.  
 Rac me assurfe mat en deveus eur galon  
 Zo capabl da ober da bep coulz trahison.

## GUILHARD.

Anfin, mar en deus c'hoant ebars en ber gomzou  
 Da finissa'r bresel zo comancet pel zo,  
 Ni a yélo d'as plaç just ma plijo gantân,  
 Gant hon oll buissanç demeus a Vontoban.  
 Mar hon tret gant douçter ni n'em hysmilio;  
 Mar be regorius ni en em difenno.

**A CHOMT DANSOU.** O  
 Allas! ne glasquit qet an bentiva mignonet,  
 Evit ober ho peoch et fâçon ma comzet.  
 Ha choui a gred penos ar Roue noblyon  
 A garfe ho quenza nac ober trahison  
 Cass a rôyo ganêch imo dam e Gomtei,  
 Evit diquel penos n'en deus dañjer abesme.

## YON.

O Douet! Otrane, goude doot d'o sicout, no'ye  
 E fel dêch lavaset e zou-me leu-maitouer.

## EMONET.

Me voar erfat, sîre, penos oc'hiva comb;  
 Hogem daqit evez na ve manq en ho cont,  
 Raq mar dent da verza va zad hac e viéndeun,  
 En esperant bea mignon d'an Athperent,  
 E vo gretat d'oo'h ac qent moitiens ar bed-mâz.  
 Ha pa naus d'au bea mignon d'an Athperent.

q. 22

Anfin, biam ha drâs e kavân obâfînet;

An obcios oc'h eis d'ôber vel a gâfet.

Hogen quer fatiq on balamour dêch, va breur  
E clasq ober ho peoch ental an Ampereur.

Ma on dismantet tout; ensiu ne allan mui:  
Roit dîr, m'o supli; euri gambr da reposi.

RENOD.

Qement zo-efâchâsteP, va Breur, zo evidoch,  
N'oufemp qet ho pêâ mar oc'h eus grêt hor peoch.

Qemerit ho repos, îlé o péd, va Roue;  
N'âchâ, mar galomp, d'ober ho poloné.

YON.

Me a ya, Utrone, eta da reposi.

RENOD.

It éta, va Roue, humblamant m'o supli.

Orsus eta, va zad, m'o ped d'obteret

Peçau eus d'obter vat sur menses sujets.

CLERA.

Me lae Ydêdly, va affict, va restitution

Evit bea va breur ar Roue nobl Yon,

Gouscoude evit se ne veni qet dêch all

Da vont disarmer dirac or'a cœurs.

RICHARD.

N'en dompi qet len humor na me na valoudede

Da vont disarmer wa blenen Macoulard

Ne dalfe qet e nachy, bea tam eus soupçon

Penose trus desir da Ober trahisent

Et qet lez de Mors.

Anfin, va chenderdi, it gen chevpreur Renod

Mar o trahis Yon se révo egn deal senz egn deal

Biscond miro va zadowe voq qand qâg denet

Evet sussech vini qâg denet qâg denet

**RENOUD.** *... que isto... et... et...*

Mar dê predestinet gant Doue éternelg ouest  
E rangomp, va breudeur, dre drabison merveil,  
En eym resolvomp oll da vont en han'Doue.  
Ni zo bet alies en danjer hor bue, *... que isto et...*  
Gouscoude on eus bet epr c'hraç particulier  
Bete'n. heur a vremâ d'ea epr denra, aferg : I

**RICHARD.** *... que isto et...*

Me a yelo ganêch evit oboissa,

**ALARD ha GUACHARD.** *... que isto et...*  
Ha ni a yel iye ~~ja~~ dlefemp perissa.

**RENOUD.** *... que isto et...*

Biniget vo Roue an ên hac an ylozarc A  
Setu ni, va breudeur, c'hoas eys q. eul lavar  
Me esper va Doue a rîy demp ar faveur  
Da zistrei c'hoas d'ar ger a blezen, Vouleur  
Orsus, va zônerien grit-u c'hoas eur fredon  
Da recrei speret ar Roue nobl Yon,  
En deus balamour demp qemeret eur boan' vrás;  
Ha ni n'eur béparation da vont en hor beach.

**YON.** *... que isto et...* clévet ar fredon a lavar;

Allas! mibien Emon, m'oufach ar vivione  
Né réfec'h qes sur dia ar sort emoriou-te.

Caer am eus esperout qemeret va repos,  
Va c'honscianç am piq hac en de hac en hés,  
Q reproch din vel guir ez òn bet eun traitour,  
En eus goerzet an nep a dieyen da zicbur,  
C'hoant bras am eus da vont d'en em brécipka,  
Daoust penos vo an dro, me range perissa.

### *EIZVET DIALOG.*

**RENOUD HAG E YBEDEUR, brângou loré gantez**

**RENOUD.** *... que isto et...*

Rentet qu'eps content ar vech-mâ va breudeur,

Da zont o zri ganén da blenen Vocoleur,  
 Ma vo grêt an acord gant ar Roue Charles;  
 Rac-se ta, va breur-caer, o pet ar vadelez  
 Da rei deimp darn ho tud da zisquel deimp an hent,  
 Ma comançomp monet en hano Roue 'r Zent.

YON.

It gante, va G'homtet, me o supli ho tri;  
 Me o teput gant joa da vont d'o chundai.

AR CHOMT ANTON.

Pa rit demp an enor d'on deputi da ze,  
 Ni yêl en ho rejet joaussant gante.

RENOD.

Adieu, Roue Yon; chomit en Montoban  
 Qen a viomp distro, dreist pep tra o pedan.

YON.

Nebon me a chomo, credit en ze hardis.

RENOD.

Adieu, va fried qez, va mibien ha Mojis.

CLERA.

Beach vad, va Renod; retornit prest d'o ti;  
 Qen a vezoch distro hor bo calz a sourci.

Renod hac e vendeur a ya gant ar C'homtet, hac en em laqont var bennou o daoulin evit pedi Doue.

RENOD.

Demp en hano Doue, guir vestr ar buissanc,  
 Da ober hon acord gant ar Roue a Franç.  
 Dêch-u, Goerc'hez Vari, mam arguir Redempteur,  
 En em recomandomp ha me ha va breudeur;  
 M'o ped d'or prezervi, Goerc'hez sacr haç Itron,  
 Diouz ar mao subit hac eus an drahison.  
 Comançomp hor beach en hano an Drindet;  
 Mes trist oc'h, va breudeur, me o supli, canet.

RICHARD.

Ia, va breur Renod, bremâ en ho rejet

Ni

Ni a ya da gana, p'och eus démp comandé.

An tri breur a gân var un ton trist,

Demp-ni oll joaus, va breudeur,

Bremâ da blacen Vocouleur,

Eyt finissa eur brezel,

A zo cois da gals da verval,

Benoit Doat a vir galon,

A roomp d'ar Roue You,

Rat ennes è bei an cœur,

M'ea eus peoc'h gant ar Ampareus.

### ALARD.

Mes chouï, va breur Renod, évidemp da gass,

No cavân qet o tant d'en em rejouissa,

Me obuphi ivé da gana eur chanson,

Hâneuse ni grede n'us qes a drabison.

### RENOD.

Pa resoprindie din: cana déch' rha chassan,

Me rei se da bijout sur déch' empinoia,

Renod a gâ var rap Garin,

O deves eus a joa évidemp, va b'endemp,

Rac èru è bremâ ar momenq bat an heur

Ma vero grêt ar peoc'h gant ar Roue a Franc,

Ni a lare adieu d'or poan ha soufranc,

Pegen lies a zen, pa consideran se,

O deus er brêzel-mâ knisset o hue!

Mes bremâ em eus sonj, pa vo ar peoc'h sinet,

E chomo pepini en e batiamtet,

Maleut déch', payanet, gneimiet ar fe!

Bremâ e vo vaqet gaec'h oll adare,

Pa vo sinet ar peoc'h demeus a gress calon,

Entre ar Roue Franc ha bugate Endon.

### GURCHARD.

Petra è al lann-zont a velan', va b'reudeur?

Èru oomp er vech-mâ ebars en Vocouleur?

### ANTON.

Br placour eus roet déch' assinacion,

Erve en deus laret Demp ar Roue Yon.

ALARD.

Sellit brassà mesou ! terribl ôn souezet ;  
Evidòn da' zellet, ne vélân den abet.

GUICHARD.

Na me ne voelzà qet ive nicun pelloc'h :  
Demp ac'hann, va breudeur, ep arêti pelloc'h.

AN TRI C'HOMT A LAVAR :

Ret ê dêc'h gorto c'hoas eun n'eubeut, Otrone ;  
Bremâ soudèn vantant e téuyo ar Roue.

RENOUD o velet anseign Fouges hac o clévet an trimpillou,  
Maleur Demp, va breudeur ! bea zo trahison ;  
Rae me a vel anseign Fouges de Morillon ;  
Hac e penn al lann vrás ema Ojer-Danosa ;  
Ret vo Demp, va breudeur, dont da verzel amâ.

ALARD.

Ah ! Renod miserabl ! piow a sonje biqen ?  
O piye trahisset ac'hanomp evelen !  
Ni zo ho preudeur paour, geut a rit se erfat,  
Omp ganet gant ar vam ha gant ar memes tañ.

GUICHARD.

Aufin, qement a c'hoant en dévoa d'or goerza ,  
M'en deus, en dispit Demp, on digasset amâ.

RICHARD.

Alôñ, Alard, Guichard, deut ho taou d'am sicour,  
Ma voelc'homp hon daouarn en calon an traitour,  
Mont a reont etreze Renod, peiai ne ra van evit o guelet.

RENOUD.

O Doue, va breudeur ! ha c'houj sonj gouscounde  
Em be-me ho querzet amâ en guirione ?  
Mar am ens bet ar sonj epqen d'o trahissa ,  
Me ręqet ma teuyo an douar d'am lonqa.  
O va breudeur Doue ! pegen diavis oc'h !  
Raç'n'em bo qet ive goel na voas evidoc'h.  
Ententit, Comt Danjou, Monbandel hac Anton,

C'houi a voa députet gant ar Roue Yoa  
 Evit hor c'hundui amâ dre assuranç:  
 Pa velit trahison, roit demp asistanç.

## ANTON.

Ni n'or boa gard nemet d'o renta et plac-màn,  
 Nen em laqefomp qet evit re alk en poan.  
 Evel mac'h ententfoch diropillit ho cartouz;  
 Pon eus grêt hon never ni a ya en hon tro.

Falveout a ra dê redec quit; mes Renod a gerz var o lêch.

## RENOD.

Ha tud abominabl! tud vil ha tud poltron!  
 C'houi zo ive coupabl ebars en drabison.  
 Me voar erfat penos e vo ret demp mervef;  
 Mes c'houi varvo gentoch, traitourien infidel.  
 Orsus, Richard, Alard, lazomp peb a ini.

## RICHARD.

Nebon ni rôyo ze, ep dont calz d'or pedi.  
 Hac e lazont peb a ini. Richard a guatunu da gozeall  
 Assurit, va breudeur, ni or boa eur sonj sod;  
 Credi penos e voamp trahisset gant Renod;  
 Bremâ me vel erfat ema ous hor zicour,  
 Pa è en em venjet demeus an dud traitour.

## RENOD.

Allas! va breudeur paour, demp var hon daoulinou,  
 Evit goulen pardon ous Crouer an ênvouz;  
 Pedomp-en da gavet true ous hon ene;  
 Ret vo bremâ mervel, me a vel an drase.

Ea em strinqa a reont d'na daoullia. Renod a lavar s.

O Drindet adorabl! Doue en tri Person!

Sellit eus a drue hac a gompassion

Ous pêvar Chevalier banisset eus o bro,

A zo c'hoant da laza en creis ho fec'hejou!

Ma ye ho madelez, va Jesus! va Douet

Rei dem-ni c'hoas ar c'hraç da recour hor bue;

Ni rôyo pinijen demeus hon dizurrou.

Ma vimp eur vach diga d'o meuli en énvoi !  
 An tré vñâr a respald v' Amers Renod a gous.  
 P'on eus recommandet hon ent da Zone,  
 È ret laret adieu an eil da vegile.  
 Adieu, va breudeur paour a galon a larân :  
 Me deu da boqat déch' vit ar vech diveau.  
 Doue da rîe demp græs goude soll hor buer, vi  
 D'en em gaout hor pêvar assambles bars en celi.

RICHARD.

Adieu, va breur Renod.

RENOD.

Adieu, va breur Richard.

ALARD.

Adieu, va breur Guichard.

GUCHARD.

Adieu, va breur Alard.

RENOD.

P'omp en em brepaget ar vech-mâ da verval,  
 Goribomp gahj courach hon enemi mortel.  
 Na alfond qet laret penos mibien Emon.  
 O devo het douget eur c'hoste hen a bolten.  
 Hogen en em glêvomp qent comanc ar meje  
 Marteze e tisemp c'hoas recour hor buie.

C'houj a réyo Richard, bremâ an arriere-gard.  
 Ha c'houj a gombajo er c'hoste deo, Alard;  
 Me réyo an avan-gard, Guichard ar c'hoste cléi;  
 Setu en padet led formet hon armé-ni.  
 Ha pa vezimp fatig ret vo demp reculi.  
 Da gavez ar roch-ont mach ayomp varnezi.  
 Mach affomp, eug neubent gement hon alar.

RICHARD.

Ni otojate d'acchi horc' il heuri diveau.  
 Arme Châlons Ch'espâcias, voi vitez chevaliers, a zigot,  
 hac a zige, a zige, a zige, a zige, a zige, a zige,  
 gant eur furez, a zige, a zige, a zige, a zige.

*NOVET DIALOG.*

**ARMÉ AB ROUR HA MIBIEN EMON.**

**FOUQUES.**

Ah ! gloutonet infam ! bremâ es och tizet  
 Er feson m'er boa c'hoant pel a zo d'o cavet.  
 Èru è an amzer ar veach-mâ, Renod,  
 Ma vezgo goerzet ger dée'h maro Bertelot,  
 Maro an Duc Grifon hac ini'r Chomt Hernier  
 Oc'h eus laqet, tud fal, entre pêvar gartier.  
 O ! bremâ n'en doc'h mui pignet var gein Boyard,  
 Rac-ge en em rentit buan, pêvar pardard,  
 Ma vezac'h gatotet da gass d'an Impaler,  
 Èvit bea crouget ho pêvar bars ember :  
 Ho preut-c-aer, ho mignon, anfin ar Rour Yon  
 È hò livr da Charles dre eun tol trahison.

**RICHARD.**

Penos ? en em renta, Fouques de Morillon !  
 Tromplet och eun neubeut en ach opinion.  
 Qent ma wo qemeret ha va brieudeur ha me,  
 E cousto sur da zarn ach'anoch' o bue ;  
 Mes, bezit resonabl, pa è ret demp soufr reus,  
 Roit ugent Chevalier ar vaillant och eus  
 Da gombati ouzomp, ha mar o surmontomp,  
 Hon lezit da vont quit elec'h ma tezisomp.  
 Ha mar hor goneont ive dre ar gombat,  
 Ni bardono'r maro déze a galon vad.

**FOUQUES.**

Èvit qement a rit e clasq digareou .  
 E ranquit n'em renta pe andur ar mayo ;  
 Pa rofac'h din, sud fall, qement a zo er bed  
 Èvit dont d'o lezel, certen n'er grafen yet,

## RENOD.

Me vel erfat, Fouques, ez oc'h terrubl fier!  
 Ret e vo, mar geller, iselât ho panier.  
 Disquelomp, va breudeur, ha ni ôn eus calon :  
 Greomp ma vo hirio memor eus ac'hanomp.  
 Me o toucho, Fouques, éon en creis ho calon.  
 Ret è en em difen, pe vovel en postron.

GANELON. Liza ta Fouques.

Maleut demp, Otrone! setu Fouques lajet ;  
 Saillomp oll varneze evel tud arajet.  
 Ojer, me gomand dêch abœurs ar Roue Frânc,  
 Hep c'væt n'ep egard da zont d'en em avanç.

OJER.

Penos, tud fal! ha c'houi en danjet ho pue,  
 Ez oc'h qen efrontet laaa tud ar Roue!  
 Daouest peger folz oc'h, nebon ni ô tifollo :  
 En em renta rabiqt, p'otramant oc'h maro!

ALARD.

Ne deut qet d'or gourdrôus, Ojer, qen terrubl-sez  
 Pa gomançomp c'hoezi e vo tom dêch ive.

RICHARD A NORMANDI.

Ha c'houi anzao, Rehod, e rejoc'h fallente  
 Massacri Bertelot en pales ar Roue?

RENOD.

Ne ris netra dékan na rafen quer coulz dit;  
 Tol levez da croc'hén hac ive eus da giq.

GATERAN.

Avançomp varneze evel l'etonet cri,  
 Rac me a vel erfat è rançont reculi.

GUICHARD.

Poent è sur va breudeur demp laqat en eset  
 Ar pez ivoa' enitomp er gentaou concluet.

ISAKAR. Mon a reont var arroch.

Me lar dêch franchaimant amâ, va mignonet,

Eus natur ar gounnar en hon enemiet!  
Sellit pelêc'h int aont pignet var an huel !  
E meint o fêyar grimpet var ar roc'hel.

## IDELON.

Ne maint qet qen huel na vezint disqennet.  
Alôn, saillomp varne evit o c'hemeret.

## RICHARD.

Mar deut da dât ar roc'h, ni royo dêc'h cuignou  
Qer tener ha biliou adreus dre ho qinou.

Teli a reont mein gant o enemiet.

## GADELON.

En em denhomp ac'hann, Otrone, p'o pedân,  
Emedi Lucifer o sicour ar remân;  
Setu cavel gante mein var ar roc'h huel-zont ;  
Mar chomhomp amân'qen, en honi estropifont.

## RENOD. Trouou ar Rone a reoul.

Ha c'hoif en em denno, tud poltron hâ traitour ?  
Rac qent m'or gemersoc'h ni royo dêc'h labout.  
O velet aa enemiet o vont quit, e lavar t  
Pon eus-e chasseet pel dious hon roc'hel,  
Demp c'hoas da zestum mein, va breudeur qer fidet,

Disqen a reont da ger'hat mein.

## RIPUS.

Ho, ho ! deut int d'an traon ar pêvar mab Emon !  
Demp prest d'o assomi, Otrou Comt Ganelon.

Tostat a ra adare an enemiet d'an assom.

## OJER.

M'o ped, va c'hendervi, n'em rentit mar geret,  
Pe e zoc'h var ar poent da vea qemeret.

## RICHARD.

Ah ! va c'hender Ojer, na pebes lachete,  
Pa ya an eil qender a enep egile !

## OJER.

Me bromet da Zoue ha d'ar Verc'hez-Vari,  
Em eus quez em, c'halon o tont da gombati.

Ha mac'hi aïsen, assur, ep terri va zermant,  
 Rêy dêch va asistanç, m'er graë suramant;  
 Mes allas ! arabat ê dîn dont d'o sicour,  
 Dindan boan da vea repur et eun traitour.  
 Hogen pa na ellan dont d'o sicour bremâ,  
 Ne rin qet dêch a zroug ive da viana.

## GANELON.

Mé bromet dêc'h, Ojer, mà espernit anê,  
 Ni devy da acuzi ac hanoch d'ar Rode.

## Ojer.

Ne douchin qet ouïe, va c'hyedit, ravodeur,  
 Pa ve ret dîn mervel gante er jnemus heur.  
 Ha penevert momes transgressi va zermant,  
 Me sofe de sicour, pa na vec'h qet content.

## GALERAN.

Hêp o cavet, Ojer, ni sur o chêmero :  
 Sus eta, Oironc, saillomp dê var, eun, dro.  
Ayaq a roont var bugale Emon.

OIER a zec'h en eur l'avarot :  
 O lezen dinatur ! penos, ha possubl ve.  
 E rafes da eun den dero'hel e bromesse !  
 Balamour d'ar sermant ameus grêt da Charles,  
 Ne allan qet sicour va chendervi goimpes !  
 Ravead miliget an cil judas Yann.  
 En deveut trahisset ar pêvar mab Emon !  
 Vaillanta pêvar den a voe guelet biscoas.  
 A vassaeret hitio ! O Doue, pebes domaj  
 E donet d'o laza deus a greis o yec'het !  
 Ha dîn dont d'o zicour n'en dê qet permetet !

## RENOD.

Couraj, va breudur iqèz, n'en em zéparomp qet,  
 Mar en em sicoujomp ne vimq qet qemeret.

NEM. Mout a sonz'hoas vath arroez  
 Me o goet o vonet adare var d'chind,

N'e

N'o heuillomp davantaj, me o supli, va zud;  
Mar gallont eur veach monet var ar rochel;  
E teuint a dolliou mein da obet demp mervel.

*Enemiet a recul, nemet Ganelon.*

**GANELON.** Ho, ho! c'houi zo chomet, Richard, da zivêa!  
Me a woerzo déch'u maro Fouques btemâ.  
Dalit eun tol cleze en creis ho pouzellou;  
Nemet eur soreer vec'h, ez be'h bremâ maro.

**RICHARD.**

Ah! lazet òn ganet, infidel Ganelon!  
Nonpas dre vaillantis, hogen dre drahison.

**GANELON.**

Biannat raepn nombr ac'hanoç'h, tud impi,  
Rac mar boac'h qent pêvar, n'endoç'h mui nemet trié.  
Me a meus da genta grêt separacion  
Dre va ehouraj vaillant entre mibiën Emón;  
Pa è lazet Richard, ar vaillanta anê,  
Or bezo ar re-al ive ep pel dale.

**RICHARD.**

Arabat, Ganelon, e rafach'h ho pompat  
O pe bet va bue demeus a varc'hât mat;  
Poc'h eus grêt dîn gourve, c'houi renq ober ivet;  
Pareil evit pareil, bue evit bue.

*Fourra ra e gleze en calou Ganelon, peini a goe d'an donat.*

**GANELON.**

Oh! tiet òn ganed e creis poul va c'halon!  
Venjit ta ac'hanon, va c'hender Idelon.

**RICHARD.**

Breinâomp n'en bèet, Ganelon infidel;  
Mar d'òn qazi maro, te zo prest da verval.

**RENOD.**

Pelêch ema Richard? lavarît; va brendeurt;  
Mar on eus tan toller, ennes zo i ar maleur.

En vos ouz hor pêvar assur ar vaillanta ;  
Mer mar dê gemeret, ne allin mui beva.

RICHARD.

Aïas ! m'er guel ous traen var an douar a blat !  
Maro ê am eus aon... beuset ê en e voad !

RENOD.

O fortun detestabl ! va Doue pez maleur !  
Me meus aon oc'h blesset marvèlamant, va breur.

RICHARD a zalc'h e bouzellou etre e zivrac'h, hac à lar :

Ne oufen qet beva p'iam be eur galon ouarn :  
Setu va bouzellou tout entre va daouarn,  
Hac evit qementse epmeus récompancest  
Nep en deus ac'hanoù evelien maltretet :  
Ar superb Ganelon a zo bet va anqon,  
Sieu-an astennet ental va zañonou.

RENOD.

Ah ! Chevalier vaillant ! col a rân va speret,  
Pa velan ac'hanoù evelise massacret.  
Mac'h alfen, va breur qez, soufr ho poan evidec'h,  
Me er grafe joaus ep arêti pelloc'h.  
Deut entre va divrac'h, me o ped, va breur qer,  
M'o tougia var ar roc'h da gemeret an êr,  
Da c'hortos ma vezo grêt separation  
Dre eur maro cruel entre mihien Emon.

### DECKET DIALOG.

GOUSTARD, *a lavar ountan e-unan.*

Va c'halon bars em c'hreiz a frailli gant ar glac'has,  
O sonj en drakisor a rér var an douar.  
Hac ar pes a ra dîn detest muy aneàn,  
E ma meus bicouret, siouas, obor unan ;  
Nonpas am evit guir'dec va o'hensantamant ;

Mes da zenti ous mestre, 6. vout oboissant.  
 Alias ! Chevalierech, gonde tlement a bbañ  
 Oc'h eus bet andaret he tifet ar vro-mañ,  
 Ez oc'h brémâ livret d'o prassa échémiq,  
 Evel cass an devet d'as blei da zevori.  
 Ah ! plenen Voucouleur, pebes chanç aoch eus-te !  
 Rac ar yeod glas ennout zo atozet harris  
 Gant goad pur pêvar den, ar vaillanta biscoas  
 Zo bet var an douar hac iv'e er mot glas.

## MORIS.

Petra a c'hoare déch', va mignou qèr Goustard ?  
 Ret è anzao ouzin, ha na'vet qet couard.

## GOUSTARD.

Me lar déch' gant glachar, den jenoris Mojis,  
 Ma na blij gant Doste hac ar Verc'hez-Vari  
 Sellat eus a drue ous Bugale Emon,  
 Int maro o fèvar dre'r brassa trahison  
 Râc ar Roste Yoff et deus bet o livret  
 D'an Ampereur Charles, pini en deus casset  
 Eun daou-c'hant deit armet da blener Voucouleur,  
 Evit m'o qemeret Renod hac e vreudeur.

## MORIS.

Ah ! vad a rafe din eispen gant va dent !  
 Perac, deit miserabli n'e larez se din qeuf  
 Piou a zo c'hoas coupabl ebars en drabisson ?

## GOUSTARD.

Ato ar C'hom'Danjou, Monbanel hac Anton  
 Hogen evit Hector nac ar C'homt Godefroa  
 N'o deus qet consantei donet d'o trahisse.

## Hector hac Godefroa a autre.

Mar qitit, c'hoari, Mojis, Renod hac e vreudeur  
 It buan, n'an Doste, da blener Voucouleur  
 Deut omp da laret déch' penos int trahisset  
 Na ap yéol ganéch d'o rizout, mar qersc.

MOJIS. *à la fin de la partie*

Me, o trugarecâ deus, o ch'lofr, Otrone,  
Haç ez òn contant bras demeus a gementse.  
D'an armou! Chevalieryen demeus a Vontoban!  
Deut buan d'am c'havet amâ bras ha bian.

REGNIER, gant oll droupou Montoban.  
Petric zoi a neve? lavarit din, Moji.

MOJIS.

Allas! trahisaet int, siouas, va c'hendervi;  
Ma n'en dint oll maro, e medint en danjer,  
Rac-se Demp d'o ziceur, me o ped, va zud quer,

FOSSON.

Demp buan o bete, me o supli, Moji,  
Ezom, zbi ac hanomp, envez ma ma'r c'hoari.

MOJIS.

En em dennit am faç, Goustard, gant dilijance.  
Me rîy staga Yon ha c'houi ous eur potanc.  
Goustard a sorti, Mojis, var Boyard, aya gante arme da Vcouleay.

**UNNECVET. DIALOG.**

RENOD hac e dud.

Lezatromp an repos euh neubeudic bian;  
O glacayad a ray dempl qemeret hon alan.  
Hogen, va breudeur quer, m'os ped n'em brepares,  
Pa zorjomp neubeuta e viomp lataqet.

ALARD.

Ma carfac'h-u, Renod, retorna da Vontoban,  
Da gerch'hat hon arme exit hon delivrân,  
Ni la rayo moyen, qeit ha ma vec'h absant.  
Da zont d'en em difen vigouriusamant.

Birviqa, n'o quitân, credit, va breudeur qez;

Ret vezo demp beva pe vèrvel assambles :  
 Entre ma vol bue ebarts em goaziet, zo tan  
 Ne guitan ac'hannoç'h, a ze bet assuré.  
 Au enemiet a deu c'hoas da vugale Emoñ.

**SALOMON.**

Demp c'hoas da ataqi ar pèvar mab Emoñ,  
 Me meus aon, Otrone, hor bo confusioñ ;  
 Ma na deuomp aben da zont d'o c'hemeret,  
 E vesimp repuyet, da vea poltronet.

**IDELON.**

N'o pet morchet abet, Salomon, eus a zo,  
 Me bromet déch'ez oñp sut avoalc'h anezs,  
 Richard, an hardia, a zo ét en e dro.  
 Rac entre le zaouatne talc'h'e vuzeñlouy  
 Comt Ganelon hac én a zo en em lazet.  
 Me gred ez iê. Rend brenñ humiliet.

**RICHARD A NORMANDI.**

Alon, ataqompint vit ar vech divéa ;  
 Ret e vo essat coll pe c'honit ar vech-mâ.  
 Biscoas, tudi qer vaillant haéint he vœg goeleñ,  
 Pa deuont da resist ous daou-c'hant dep armet.

**ALAR'D.**

Êru voar adare da livra demp astot,  
 Ret e vo demp, meus aon, en em renta, Renod,  
 Rac me meus em morzé eut blessé zo oruel,  
 Ha Richard a velan a zo prest da vèrvel,  
 N'en doc'h mui nemet daou capabl da resista,  
 Me a zo qen fatiq qen a fell din exempla.

**RENOD.**

Penos ! ha possub ve, va breur yaouañq Alard,  
 O pe c'hoant da laret penos e vœ'h bastard.  
 N'en doc'h qet, me assut, breur lejitim demp-ni,  
 Mar och eus sonj epqen da zont da boliróni.

Richard, e vuzeñlou en e gaobenn, a zo en e zo.

RICHARD.

N'e qet en em renta; Alard, a broposet?  
 Ia, mar oc'h eus c'hoant èmber bea croutet.  
 Me o péd humblamant, Renod, va breur fidel,  
 Tennit va mouchouet étares eus va godel,  
 Hac evel éur goutis erret-ën dréizon,  
 Da dachout da zerc'hel em c'hof va boazellou;  
 Ma yin c'hoas d'ar gombat qent évit finissan:  
 Entre vin en Bûe biqen dët'h na vânfan.

RENOD.

Benos Doue en heur ma voes ganet, va breur!  
 Ha te a gléo, Alard? ema en deus vigueur!

ALARD.

Me zo qerqent ha c'houi prest da vont d'ar gombat.

RICHARD.

Demp eta, va breudeur, evel pêvar bot mad;  
 Disqennomp er blenenn da glasq hon enemi,  
 Da zisquel n'on eus qet c'hoas c'hoant da boltroni.

RENOD.

Pa gerfoc'h, Francisién, ni finiso'r gombat;  
 N'o po qet hor hue cérén re var'hat mat.

RIPUS.

Me gred ez è Richard gant Mojis bisitet,  
 En deus dre e ardeu bet e resucitet.  
 Clêvet em boa laret penos e voa maro,  
 Hac ez è ar c'henta o redec d'an armou.

RICHARD.

Noc'h eus ezouez, Ripus, da gomz eus a Vejiz;  
 Ma oufe hon doare e ve stard ar barti;  
 Mes qent ma qemerfoc'h ac'hanomp, tud ingrat,  
 E vo sur asozet ar blenen-mà gant goad.

GALERAN.

Parbleur! evit euan den a zo dévouellez,  
 E parlantes, Richard, fier hac efoncer!

Alon, saillomp varne evel p'or be marc'hat:  
Ret ve peout fin ané abred pe ziveat.

ISAKAR.

Ha c'heui, en em rento, pandardet didalve ?

RENOD.

N'en domp qai éru c'hoas, traitourien, er pient-se,  
En em dennomp d'or plac, va breudeur, pa vo poenig  
N'or c'hemerfont qet c'hoas ha pa en em groufent.  
En em zoveut a reont adare was ar roc'h,

RICHARD A NORMANDI.

Biqen n'o c'hemerfomp ; petra a dal dem-ni,  
Pa na allomp troc'ha entre ar roc'h hac hi ?  
Rac, evel mac'h allont monet var ar garec.  
Demens a dolioù mein e reont demp redes.

IDELON.

Assiejamp ané demens a bep coste;  
Confusion or bo mar manqomp varneze.

OJER.

Reposit hoc'h armou, Otrone, m'o supli,  
Evit ma parlantin c'hoas gant va c'hendervi.

SALOMON.

Roit paciantet gant qementae, Ojer :  
O c'hemeret eur vech è a zo da ober.

OJER, dean e glez.

Me bromet da Zoue nep oute a doucho

Pa vin è gomz gante, me en extermiso.

An enemiet a bella eun neubeud, hac Ojer a gomz out e gederzh.

OJER.

Terrubl, va c'hendervi, ez oc'h opiniat !  
Ma carfac'h n'em renta e rafaç'h eun d'ya vad,  
Ha ni rafe moyen, an Tadou Franc ha mç.  
Da ober oc'h accord en qichen ar Roue.

RENOD.

Penos ? ha c'holni, Ojer, demens hon alianc,  
E fel dêch or goeket staget ous eur potanc ?

Nan, nan ! grêt è an tol ; ma varyomp e varefomp.  
En em rezolvet omp : biqen n'en em renfomp.  
Mes, va c'hender Ojer, va zolaouit d'o tro :  
Hastit bñau alea da denna ho qillot.

Ojer.

Renod ! n'o cavàn qet eur chevalier loyal,  
Goude dont d'o qelen donet d'am c'haqetat.

RENOD.

N'en deus qet à gajet, Ojet, en qementse ;  
Me vel êru Mojis ha gantali eun atmè.  
Haç an oll buissanç deureus a Vontoban :  
En em dennit ac'hann c'hoas eut vêch, p'o pédan.

Ojer o velet Mojis a ya quit, hac a lavar :  
An diaoul en deus bet reveler da Voji  
Penos e voa'n afer. Otrone, caizomp-ni.  
ga em zoëtat a ta an enemiet.

### D A O U Z E C V E T D I A L O G .

*Mojis a antre gant e arme.*

MOJIS.

Gortoit, traitourien, consortet da Charles ;  
Perac discuel din-me talonou ho poutes ?  
Ma nê qet massacret e vreudéur ha Renod,  
Me vel bremâ erfat n'en dé qet eus ho fot.

RENOD a zaill gant Mojis da boqat dean.  
Ah ! va c'hender vaillant ! c'houri a zo hon recour ;  
Mar voamp oll bremân penevert ho sicour.

MOJIS.

Allas ! va c'hendervi, omâ zo trahison  
A zo bet grêt dêc'h-u gant ar Roue Yon !  
Hogen me en toue me rîy en disraman,  
Mar choim c'hoas d'am gortos en castel Montoban.

ALARD.

M'opped, va c'hender paout, pânsit hos goûlou ;  
Penevert

Penevert hor c'hourach ; ni voa pel zo maro.

Mojis.

Mar gallis aruout ebars en Montoban,  
M'o crêyo en instant qet yac'h ha peb-unan.

RENOD.

Lavarit-u din-mie, Gasconet didalvez,  
Da betra or goerjoch d'an Ampereur Charles,  
Ha me: o delivret eus a zaouarn Bourgogn,  
Ha rentet anean prisonier da Yon ?

GODEFROA.

Ra vin dal ha bouzar en heur bresant amâ,  
Mar am-eus' consantet biscoas do trahissâ;  
Hogen ar c'homtrolle: ar C'hotat Hector ha me  
On eus represantet allies d'ar Roué  
Penos ne dieje qet azea var e dron  
Mar tevye da ober déc'h nep sort trahison;  
Hac evit testeni demeus ar virione,  
Ni ofr déc'h hor servich epad tout hor bue.

Mojis.

Evit sur an daou-mâ n'en dint qet bet coupabl.  
Demeus an drahison, an drase zo anaz.

RENOD.

Demp eta assambles da gästel Montoban;  
Ne zonjen qet biqen aruout sur eñan.

Partial a reont.

### TRIZZEVET DIALOG.

AR ROUE YON WAS AR SECRETOUR.

Yon.

Setu ni miserabt, Goustard va Secreter:  
Ar pêvar mab Emon a zo êru d'ar gêr,  
Dre asistanç Mojis, en deus o delivret:  
Mar chomomp d'o gorto e viomp distrujet.  
Rac-se emeus sonjet quittat va oll gerent

5

d

Ha, onont cedocapazne rebars e ad'eun gōuent; ¶  
 Pa vin relijus e meus! Mesperanç  
 Ne denno qeto ReM deus do hanon svenjanç; ¶  
 . neus-dog a. Goustardz wi no oysse o M  
 Och avis a zo mad, thégén me o supli  
 Na chomompi qeté belancé da ziscotti p. ires I  
 Rac simb' surprem' Renod, sinac rice ge vreudeur; ¶  
 E riqt ghon distrojarsur se p' dale meneuram; ¶  
 S'noY sb Yon, qiq idans soisot; ¶  
 Demp eta dilijant enveze ar gōuent.

l'ame d'asent Goustardz wi ed l'sb niv s'Y  
 Me qfensicalzob verohet zo vonees de cea amhonts/  
 Metta leont dasq' var d'asq' gōuent ce bramez' h' deud' o'baouli

AR MANACH. ¶  
 Petra zo a neve, Sire, laveret, din, , on zo; ¶  
 Ma geut d'or, bisita gant qem neubput ha greip? ¶  
 . amoitie YON, qiq idans soisot; ¶  
 Va zad, me zo, bhemâ zinspigst gant Deuets; ¶  
 Da vont relijus ar rest, qus va bue.  
 Digofit din au nor, pa zellair, da choulenz; ¶  
 Me vo oboissant d'observi ho reglen.  
 N'en deus var ar bed-mâ Rôpe nac Ampereur  
 Ha gement zo exant, sieyas, ieps a valeur;  
 Me zo en em gavet eur goal fôrwan ganen,  
 Rac-se grit din moyen da recour va bue.

### AR MANACH

Antreit er gōuent, Sire Roue Yon,  
 Ni zeuy d'o repni deus a greis ho chalon.

### PÈV ARZÈC V ET DIALOG.

CHARLEMAGN hac e suis.

Gant impacianter e chortoancan heur  
 Mac'h èruo ya zut demeus a Vacouleur,

Da renta em pouvoar e vreudeur ha Renod,  
Evit bea creugos pe dorset vari ar sod.

**ROLAND.** Etant fait a cez temps  
Evit gñir, va Emon meugave e taleoant zans des.  
Eun drav benac a vanqñas zo ber en o chont;  
Mar deuont var ho chassé ep bugale Emon,  
E eteont sur fonta gant ar confusion.

**OLIFFRE.** Et ta force o jecet  
Mar dñe mandet varpe en atagou ger mñt,  
Biжен n'o chementfont, ja ze ogheusurant  
Rac mar tñs o chender Moisquau a chantoire  
Penos et vo tan dro, ne ay éto d'ouzicour.

**A R G H E N T A G H E Y A L L E R E V O I** a no  
Salud déch', humblamant, Roue nobl, deboner,  
Ni zo dech' hospete pëtan simpk, Chevaliers,  
Dre mon ens an tenor daz vous ho bñjedotz, et  
Ha moighe eus gœuchat ac' hanowp implijet;  
Nemet suns, na Rouen, na tigasec' qmss, isqis, et  
E fel demp ober déch'hoft mad eus hor servij.

**C H A R L A M A G N O** d'Alz reva! et  
Chevaliers, vaillant, me a frugancea; et  
O clévet ho comzou me ameus calz a joste,  
Ezom a meus a dud mar am libe a nobz ames,  
Ia, ma na ch'ore eun idra a meus esper,  
Mes ne c'hoarveo qet aou am eus em c'halon;  
Me vel éru va zud, ep bugale Emon.

**Q U E** malatre gant e zondaded, hac le hach pue  
Biscoas, n'em bresantisi qer confus, va Rouen,  
Evel a ran brem' dirac, ho Majeste,  
Disespéri a ran, gant an displijedur, an a lez,  
Pa deuari da gñs jalz bars eçu sanestuno leva,  
Zo éruct ganemp en plenech Voucouleur,  
Pa n'qm'ris gemeret Renod, hac e vreudeur.

## CHARLAMAGE.

Eun dra vras è laret penos daou réjiment  
Desmeus a dud armes en nombre eus a zaou-chant,  
N'en dint qet deut a ben da gement pêvar.  
A voa disarmet des! col a ran va memoar.

## NÂM.

Ne voant qet disarmet evel dire eur burand,  
Lazet o deus ar re vaillanta eus hon tud,  
Qerent en Rouazez, Fouques ha Ganelon  
Zo finisset ixe gant bugale Enoas.  
Mes int ve oua penos ez intâ chomet beo  
Ne gafet qet eur plaç assur en o c'horfon  
N'e dê oll meuvrissct eus a dolion cleze,  
Qen a ruye an douar gant ar goad dioute.

## IDELON.

Pa sonjemp bea prest da gement amé,  
Eo éruet Mojis alert gant ean neme,  
En deus on repousset gant calz eus a goueaj,  
Ma voa ret demp quittat pe verval var ar plaç.

## SALOMON.

Me lavar déch eun dra zo guir, va Ampereur :  
N'en dê qet tud humen Reqod hac'e vreudeur,  
Hogen certen monastrou dreist-natur product,  
Rac contajussoc'h int calz evit leonet.  
Ganelon a scôas en creis e gof Richard,  
Me gred e treantas aneân part-a-part ;  
Ha bout entre zivrac'h gantân e vezellou,  
E lazas Ganelon en qichen e scuilleu ;  
Ha qen digoncianç ma nafe eur chiger,  
Ec'h euré garoti dreizan eur mouchouer  
Da zerc'hel en e gof e vezellou ha goad,  
Hac evel eul leon e yas c'hoas d'ar gombat.

## ROLAND.

Euz oteur a raport, a zo hanvet ar Pin,

Penos pêp tra zaden d'ennamur ha d'e fin :  
 Al louarn des mator varzo, bepret lossoc, jid eauz  
 Haé tan s'had a zo rosotha bepret éibostec.  
 Mes evit disclosy dêc'h scêroch warc'hision,  
 Ojer za naturel dcâs bes poltron,  
 Biscoas Chevalier mat ne vœ deus e ligne,  
 Hac en zo impesubk deans besa iye.

OMER.  
 Respet d'iam esamble ia zo assat prestos.  
 En creis da zaoulagad e lores gaou, Roland.  
 Deus al garconiz ligne ha te ez un bepret.  
 Hac eni neubeudic gant ma veerfat sellat.  
 An Duc de Romasillon, Emos, an Duc Beuvet,  
 Hac an Duc de Nantuil a zo va constat,  
 Renod hac e vreudeur hac ar subtil Moji  
 A avouin bepres evit va c'hesdervi ;  
 Godefroa Danemarc a rêt demeus va zad ;  
 Hac an Tadou a Franc ha me zo's memes goads.  
 Ah ! contit din, Roland, iye o'heslianç,  
 Zo meurbet iselloch, daouest doc'h aroganç.

ROLAND.  
 Penos, den insolant, poltron ha couard fal !  
 Ha ne gavit-u qet ez eus dech d'o tamal ?  
 Ha c'houi êt daou-c'hant den eus a dud redoutet,  
 Da gemeset pêvar, ha c'hoas noc'h eus qet grêt !  
 Ma vije êt tri all ha me da Vocouleur,  
 Hor bije gemeset Renod hac e vreudeur,  
 Hogen abalamour ma int ho qendervi,  
 Oc'h euse espernet, m'el javar dêc'h hardi.  
 N'en dê qet va Eont guis Roue a lavân,  
 Pa malin, sud mechant, laqat o tiframan.

OMER.  
 Ha c'houi entent, Roland, menteni ho conzou ?  
 Brema soudem douxin gant doc'h hor, chiezeyou

Setu mei er blâces, préparit, ne râtu qors ;  
Ne roàn qet a gas mar dens d'ougnen ho vors ;  
Va chenta trahison a zo c'hoas da oberis ;  
Mar doc'h eun den, Roland, sbutenis ar c'hoantreM

ROLAND.

Possabl vese vec'h c'hoas qen hârdi da b'rezecq ;  
Roit paciantet, pe me seclho eho megus no Ojer.)

Ojer)

Me brosset da Zone peini am c'hoantre, n'qasfi  
Mar qet au, Roland, epqen avang eur spos ;  
Evit s'qei ganeme, me o toucho darwad, a aussi  
Ha pa ve euryraouen entre ho statoulagat.  
Mes perac, mar o'ch eus qemonts la galon,  
N'en dit da Vontoban danger'hat ho dragon,  
A zo êt gant Richard evit o tifa,  
A zo en aour massif var ar beg e luha ?  
Ia, evit goerza eur darn ho nomzou déch',  
Me en toue erfat ebars ecr'chenta lech',  
Ma vo mibien Emon en danjer, a varo,  
Me deuyo d'o sicour, comizet ne p'a garo,  
Ia, flater Roland, pa gomâst qen apart,  
Ma n'em gafe ganêc'h Renod, vangein Boyard,  
Dind'an boan va bue ma noc'h b'ouillo qen ten,  
M'o p'o, c'hoant da genta dd' gusat ian dachen.

ROLAND.

Bete an heur bresant ne meus qet cavet c'hoas  
Chevalier a gement a drofet eus e faç ;  
Ne meus qet a greden evit eus den epqen  
E prisfen da genta quitat eus an dachen.  
Toret êt gant Ojer va diousconaru hemde  
Gant ar meuleudiou demeus, ar Renodeuse ;  
Me garfe, me garfe, c'hoas eur vech el larân,  
En em gafen en plac d'en em aprou outang ;  
Me ziscarfe ous traon d'èan prest e vanier,

Dapuest d'ar marvaillou a layarit Ojer.

RICHARD A NORMANDEII  
Me o ped, Otrone, aperit hō stebat b̄ e māl.  
Assurit, va Roue, n'en dē qet eun dra vad  
Soufri hō niz Roland da vafouin Ojer;  
Rae n'en dē qet eoupab̄ er pez m'er tamaler;  
Ojer zo dens veillant, me a ddufe déch' se;  
Grêt en deus e zemer hañi on eus ixe.  
Penevert respecti. Sir, amān tho presaot,  
Mé voerzje da Roland buan e atroganç.

CHARLAMAGN.

Hola! na larit gir a ~~az~~, c'houï, va niz qer;  
Ret è en em inform eus a veaj Ojer.  
Mar en deus espernet ar pêvar mab Emon,  
Me rēy e bünissa ep tam remission.  
Mes evit qementse ez on c'hoas glac'haret,  
En defot en em vehj. eus va enemist;  
Deus an traitour Yon, certen ar fos Roue,  
N'en dē qet bet ixe fidel d'e bromesse.  
Ma c'halfen e disout d'en em venj eus e vrèur,  
Me rafe e grouga ne ve qet pel nemeur.

AN EIL CHEVALIER.

Sur, ar Roue Yon, Ampereur redoutet,  
Me voar pelêch emān, p'otramant òn trompen;  
Pa voamp o tont amān dre goad ar Serpantin,  
E voeljomp aneān gant neubeut eus a drein.  
O vont en eur gouent a zo var bord ar choad,  
Hac éno e ma c'hoas, me en assur eifat.

CHARLAMAGN.

Roland hac Olier, ha c'houi oll Baronet,  
Me o ped da vonot dilijant em reget  
Ractal d'ar gouent-še evit qerc'hat Yon,  
Evit ma vo crouget var lein mene Focon.  
It tout epqen, nemet ya C'honstiller Neme

A chomo d'am zicour da c'houarn va arme.  
Dre'r pez ma zon amàn en creis va esemi,  
Arabat ê diname bea se disourci.

**ROLAND.**

Impalaer puissant! pa blij d'o Majeste  
Confia oc'h arme en Olier ha me,  
Ni rento déch buan an afronter Yon,  
Hep douja e gerent ar pêvar mab Emon;  
Ha mar fel da Rénod aprou stard e groc'ben,  
N'en deus nemet avanç evit dont d'en difen;  
Adieu eta, Sire, ni a ya en hon tro.

**CHARLAMAGN.**

It eta, Otrone; Doue d'o conduo.

*Sentiel a reont.*

*P R M Z E C V A T D I A L O G .*

**ROLAND, OLIER, hac o suit.**

**AN DREDE CHEVALIER.**

Gant quer bras dilijanç ez omp deut dre an hent,  
Ma omp dija rentet en qichen ar goûent  
Elec'h ma seblant din emàn ar Roue You:  
Sonjît ha c'houi a ra nep sort conclusion.

**OLIER.**

Hor c'honeclusion-ni a zo grêt pel a zo:  
Ma n'or be ouvertur demeus an norojou,  
Nebon ni a vouio dîgeri aneze,  
Hac o zerri ive, mar be ret demp goude.

*Sqei a reont var dor ar goûent.*

**AR MANAC'H** a zigor in nor hac a lavar:

Penos, ne brissac'h qet laret *Deo gratias*.  
Ma scoit var an nor qement a dolyou bas?

**ROLAND.**

N'en domp qet ram amà gant pedennou bremàn,  
An trakoyg sal Yon, pelc'h emedi-an?

**AR MANAC'H.**

## AR MANAC'H.

N'oufen qet, Otrone, a ze oc'h assuré,  
N'en deo bet pel a zo var dro hon abati.

OLIER.

En creis ho taoulagad, Manac'h, e larit gaou :  
Ret vo déc'h e renta en beo pe en maro.

OJER.

Anfin, ma n'er renxit, certen me lavar déc'h,  
C'houri a renço donet ganemp-ni en e lec'h.

## AR MANAC'H.

Ne gredfac'h qet, Otrou, bea qen outrajus,  
Donet da valtreti eur paour relijus.

ROLAND.

N'en deus nemet daou c'hir davantaj er chanson :  
Ma na girit renta démp ar Roue Yon.  
Me en toue erfat qent mac'h ayomp d'on heat,  
Ní laqayo an tan ébars en ho couent,  
Ha c'houï a zeuy ganemp ive bremâ souden :  
Alòn, qerdén amâ, m'a teuyor d'en eren.

## AR MANAC'H.

Na rit qet din a zrong, Otrone, m'o suplique  
Ha deut oll'a vagad ganen'en abati ;  
Mar gallit er c'havet, qemerit anean',  
Rac me ne allan qet lavaret pelec'h man.

*Antre l'isont tout lez gouttez.**C'HOUËZECVET DIALOG.**YON HAC E SEGRETOUR.*

Allas ! miserabb d'nnar iechi m', me aogredje dañ  
Eru ê tud Charles le vic va d'hemeret p'vilec'h  
Rac-se, va miguoimprouz, hanibilmane ho pedan,  
It da gaoit' va breur-caer Renod da Vontoban,

Ha laverit deán dont buaq d'am difen,  
 Pe e vin diframeg gant va adversoujen;  
 Rac me ve goell ganén e teufe e-unan.  
 Pa medis-an trahisset, da zont d'am distruijan,  
 Eget ma ve lezel Charlemagn d'e ober:  
 Ze a ve réprochabl deán e peb amzer.

## Goustard.

Me a kék qemonje, ne vezó mang chat;  
 Hogan en em guzit re ez oc'h qasipret.  
 Mont a reont da guzat, Roland hac e dud a glasq ant.

## ROLAND.

Eus d'ra zrol é laret ne gafemp anéan!  
 Ha parbleur, jarnigoa ! setu-an sur aman.  
 Ah ! Manac'h difroqet ! Choui, Yon ar fos Roye,  
 Perac tra n'o poa-h dalc'het ho promesse?  
 Choui o poa prometes renta en Vocouleur  
 D'ar Roue Charlamagn Renod hac e vreudeur,  
 N'en dé qet deut an tol evel ma voa espes,  
 Rac-se deut ganemp-ni da recão ho saler,

## YON.

Piou, benac am blame, Roland hac Olier,  
 Evidoc'h noch eus qet a zujet da obier.  
 Siouas din em chalon, me ameus trahisset  
 An nep en devoa din va bie, recouret;  
 Rac em boz grët renta en plenen Vocouleur  
 D'an assinacion Renod hac e vreudeur,  
 Evel ma voa lareg, hac int disarmet clos;  
 Ma n'an dint qemeret, n'en dé qet me zo cos.

## OLIER.

Alòn, qerden amâ da chafoti Yon;  
 Ember gyoz crouggy var Joinvend Fecom;  
 Ma ne livr qes Besed dempiere hom da maris,  
 E, eue da yens crouggy rae rentot e anvaro.  
 E, eue da yens crouggy rae rentot e anvaro.

SALOMON.

Larit dit, me o ped, Otrou ar Princ Roland,  
Piou en devo ar gärg demeus an den mechant eq  
KÖLAND.

Dêc'h, pêvar Chevalier, ha dêc'h, Princ Salomon  
E roan me ar gärg eus an traitour Yon.  
Ar Prince all ha me a ray an avan-gard;  
Rac-se mât ve Renod ha Mojis gen apard  
Da falveout lemel diganemp-ni Yon  
E vo ret disen ze, pe soufr confusion.

SALOMON.

Princ jenerus Roland, ni a réy ar voyen  
Ma vo àcomplisset antier ho courc'hemem.

Partial a reont; bat e faqont Yon e creia q'zroupou.

## SEPTÈME ET DIXILOG.

AR PRINCES CLERA HAC E BUGALE,

CLERA,

Me lavar gaat glac'bar dêc'h, valdaru a hrouaudur,  
Ne meus quin er bad-mâa nemors displicadur,  
Pa na velân return horrid hât e vreudeur,  
Pere, siouas, zo êt dal blement Vbocouleur,  
Var sîa obes ar pêch' gans ar Roie a Fiasq.  
Ne dafso qaz e nesk'h, ibar a mces douzang  
Ez eus c'héantida obes trahison nio c'heves,  
Pa n'en dint qet dijar èru obars er gêr.

## KOMOEDIE

Allas! trahison zo, a ne libet absente,  
Rac va oppr. Mojis ha er obledud ammet  
Demeus a Vontoban zo ès dà Vocouleur,  
En espen dedime reç zati hâc e vreudeur  
Ho preur ha va eont, an o'mos roue Yon,  
A zo bet an' stam' demeus a deabison

O vëlet Renod hac e vreudeur oç'h autre, e lavare

A drugare Done hac ar Verc'hez-Vari,  
 Me vel êru va zad, e vreudeur ha Moji!  
 Rac-sé démp d'o rancontr dre garante barfet;  
 Pa int deut yac'h d'ar gêr, ez ôn rejouisset.

CLERA.

Va fried qéz Renod, m'em boa calz a sourci.  
 Pa na velen retoru nac ho preudeur na c'houi,

RENOD d'e bried, peini a dosta da boqat deù.  
 Ne deuit qet ré dost, pe me o reculo :  
 Biqen ho nacion na soufîn var va zro.

EMONET.

Perac, va zadig qèz, èz oc'h quer coleret?  
 Mar deus grêt trahison, ni n'en domp qet qirièc.

RENOD.

Adieu, friponet fal, na gomzit qen ouzin,  
 Rac c'hoant ameus memes da zont doc'h etrangli.  
 Quer coulz hac oc'h eont c'houi a vo traitourien,  
 Mar lezer ac'hanoc'h var an douar da ren.

CLERA.

M'o pije, va fried, heuillet va avis-me,  
 Ne voac'h qet exposet en danjer ho pue.

RICHARD.

Certen, quir a lávar, va breur, pardonit-i ;  
 Ma carjemp, c'houi ha me, bea sentet outi.  
 Ne voamp qet êt disarm da blenen Voucouleur,  
 Ha ne fisiemp qet re ebars comzou-e breur.

RENOD a boq d'e vreg ha d'e vugale.

Balamour déc'h, va breur Richard, m'o fardono  
 Hac a greis va c'halon oll me o ambrasso.  
 Lavarat din, itron, pelec'h e ma ho preur.

CLERA.

Sortiet ê pel zo. Ah! Doue, pes maleur !

MOJIS.

Pebes arajamant zo ebars ema c'halon',

En defot na gavàn an traitour fal Yon !  
 Mes anfin, n'en deus cas, abret pé diveat  
 Me a renço gouelchi va zaouarn en e voad.

## RENÖD,

Rentomp grāc da Zoue ha'd'e vam ar Ver'chez,  
 Pon eus gallet achap adte zaouarn Charles,  
 Ha demp joaussamant da leina, va zud qēr;  
 Ni a bēo Yon, nebon gant tan amizer.

En tem laqat a reont ous telz

## GUICHARD a antre hac a lavar :

Ah ! Renod ! mar oc'h eus nep sort compassion  
 Ous ar reuseudic paour ho preur ar Roue Yon,  
 O ped ar vadelez da zonet d'en difen :  
 Qemeret, garotet ê gant ar Francisien ;  
 E ya da vont crouget var lein mene Focon,  
 Se rēyo gouscoude déc'h-u confusion;

## RICHARD.

Mar defot eur gorden evit dont d'e grouga,  
 Me a royo archant evit dont d'e frena.

## ALARD.

Crouget mad ja vezo, an traitour inhumen !  
 Qementse a verit, ia, ha calz ouspen.

## GUICHARD.

Me voar erfat penos an traitour fal Yon  
 En deus meritet caout eun doubl punicion,  
 O veza trahisset ac'hanomp qer cruel,  
 Goude bea rentet deàn servich fidel ;  
 Gouscoude goell ve démp punissa aneàn,  
 Evit ne rafe sur hon adversour brassan.

## GOUSTARD.

Anfin, anzao a ra en deus oc'h ofancet,  
 Mac ez ê goell gantàn bout ganêc'h puisset  
 Eget n'an dé couea dindan ar buissanç  
 Demeus oc'h adversour ar Roue deus Frans

## RENOD.

Ententit, va breudeur, ar pas a lavaràn :  
 Tout expres ez ê grêt evit hon difian.  
 Charlamagn a réyo crouga ar Roue Yon,  
 En esper obet demp mez ha confusion ;  
 Hac eun dra reprochabl vezò d'am bugale  
 Clèvet e vo crouget den demeus ho ligne ;  
 Rac-se, va breudeur qèz, emeus ar volonté  
 Ee'h afemp d'e lamel digant tud ar Roue.

## FOSSON.

Pechet bras e cafen rei nep sicour deàn ,  
 N'en dê qer deus e fot n'an doc'h maro bremàn.

RENOD a zao dious tol hac a lavar .

Alòn , tout d'an armour, amzer bresel a zo ;  
 Alòn , va mignonet, nep am c'har am heuillo.  
 Goustard, pieu a gomand var an d'ou rejmant ?

## GOUSTARD.

Salomon has Ojer, Olier ha Roland.

## RENOD.

Ha ! Roland en deus c'hoant pel a zo d'am aprou ;  
 Dempi da veles hac én a zo du a c'hinou.

## GOBETROA.

Biniget ra vezò an heur hac at momant  
 Ma voe ganet Renod ar Chevalier vaillant !  
 Rac renta ra ar mad elec'h an drouq bepriet :  
 Biscoas ne meus goglet eun den qen redoutet.

## TRIYAC' HUBT D' RABOGA.

## ROLAND hac e stuit.

## IDELOM.

Ne velan qes e cred ar pèvat mati' Emont  
 Disqueù begou o fai evit sicour Yon.

OJER a vil Renod o tont gant e arme, hac e lavare.  
Ah! rancontr favorabl pel a zo desirer!  
Ar veach-mâ, Roland, e viot contantet.  
Guelet a rân Renod pignet var gein Boyard,  
A zo êru dñont e penn eun avan-gard.  
Pel a zo e poa e hoant caout eur c'hoiq ous Renod;  
Bremâ ni a velo piou vo ar goella pot.

## ROLAND.

Vit disquel déch', Ojer, pegement en dosjân,  
Me yélo va-unan da saludi aneân.  
Rac-se eta va zud, n'em renjis pepini,  
Dreist pep tra ho pedân na boltronet ini;  
An ini a zantin a réyo politonaj,  
Me zeuyo d'en c'hâcha a beziou var at plaq.

## RENOD.

Va zud, va meignonet, m'o ped es em renjet;  
Setu hon enemi ganemp-ni ranconteret:  
Disquizit ho courach, me o ped humblamant,  
Me ya da iselat e gaqet da Roland.

## RICHARD.

Va breur, me o supli, clêvit va zantimant;  
N'en em aprouvit qet oc'h-unan ous Roland,  
Rac gout arit penos en deus ar faveur bêt  
Ne hel qet gant duarn james bea blessca.  
Lezit an diou arme o diou da gombati,  
An npp a vo crénva en devo ar bartis.

## RENOD.

Caer oc'h ous lavaret, va breur, me né rân fets;  
Me ranq en em aprou ous Roland cors ous cors,  
Rac e mân pel a zo o clasq e hoari ouzin;  
Pa omp en em gavet è ret demp combatis;  
Rac-se ma n'an deu den nemetân va bete,  
Chomit en ho plaqou, me o ped, Ottone,  
Ha pa zeuy as ne all ive d'en em awanc;

Deut, i've d'ar mèlè ep ober contenanc.  
MOJIS.

Nin a rēyo, Renod, evel a leveret,  
Hogen me o supli, va c'hender, dioüallet :  
EZ it da gombati vaillantia chevalier  
A dol troad d'an douar, crivez ma leverer.

RENOD a avanç.

Me ya en an' Doue hac ar Verc'hes-Vari;  
En em aquittit oll, Otrone, m'o supli.

ROLAND

Me vel êru Renod e-unan, Otrone,  
Ha me a ya ive va-unan e vete.

Renod ha Roland a dosia an eil ons egile. Renod a zisqen divar  
e varc'h Boyard, en em laqa var bennou e zaoulin, hac a bos  
e lanç hac e gleze var an douar.

RENOD.

Ah! Roland jenerus ! niz prop d'an Ampereür,  
O pet compassion ouzin ha va breudeur,  
Evel m'en deveus bet va Zalver biniget,  
O velet ac'hanomp d'an isern condaonet,  
En em ofras d'e Dad evit hòn redima,  
A soufras evidomp ar maro cruella !  
Roland, c'houi voar erfat, ha va breudeur ha me,  
Evidomp da vont paour a zo deus ho ligne.  
Ni ra ofr hor servich en qeit ha ma vefomp,  
Mar plij ganêc'h ober hor peoc'h gant oc'h eont,  
Ha me a royo dêc'h Boyard ar marc'h caer-mâ,  
Ha castel Montoban, eur pes eus ar c'haera;  
Ha dre oboissanç me yêt va unan pen  
Dilouer ha divœutou Bete Jerusalem,  
Evit bisita be va Zalver evidoc'h ;  
Mar be ho madelez ober démp caout ar peoc'h.

ROLAND

True a meus, Renod, o clêvet ho comzod,  
Anfin qe na ranqân dont dà scuilla dækou.

Mea

Mes ne greten qet comz d'au kont eus a ze,  
Ma na rentit Mojis dindan e volonté.

## RENOD.

Roland, ne gomzit qet din eus a ze pelloc'h,  
Biqen na drahissàn evit cavet ar peoc'h.  
Qent manqout da Vojis me golfe va bue :  
Setu aze va c'homz larit-àn d'ar Roue.

*Destum a ra e armou, hac e saill var Boyard.*

Na sonjit qet, Roland, e ve rac aon razoch' ;  
E teuàñ da c'houlen ouzoc'h quartier na peoc'h ;  
Hogen abalamour ma oçh niz d'ar Roue  
Em boa c'hoant da ober dêc'h eur civilite ;  
Daouest dêc'h pe gant lanç pe a doliou cleze  
E teufomp da gomanç bremâ-ta hor mêle ;  
P'otramant terminomp, mar qarit, ar gombat  
Entreomp-ni hon daou, dre ma omp daou bod mat ;  
Neuze mar goneit ac hanòn dre'n armou ,  
Va c'hassit doc'h eont da ober a garo ;  
Hac er c'hontrol, Roland, me, mar o c'honean,  
Ho tigasso ganén da gastel Montoban.

## ROLAND.

Ha c'houi a zalc'ho mad d'ar pez a leveret ?

## RENOD.

Ia nebou, Roland, n'o pet qet a vorc'het.

## ROLAND.

Ha me a r  y ive,   n fe a Chevalier.  
Mes c'hoant ameus qenta da gomz gant Ol  er,  
Rac be ez eus pel zo promesse entreomp,  
Birviqen nep combat sur ne antreprenomp  
Na c'houlenno conje an eil ous egile,  
Ha rac-se e fel din derchel va fromesse.

## RENOD.

It prest eta, Roland, ha na zalcit qet.

## ROLAND.

Nebon me éruo souden, bct assurct.

## OLIER.

Petra lavar Renod? lavarit dñ, Roland.

## ROLAND.

Efei parlant a tra evel eun den prudant;  
Mes desirout a ra termina ar gombat  
Entreamp ni hon daou dre maomp daou bot mat.  
Nac e dud nac hon re n'en em avancfont get,  
Qen na vezo unan ac'hanomp summontet.

## OLIER.

Roland mar am zentit, na rit get gementse;  
Renod zo den vaillant ha c'houi a zo iye;  
Goell ve col an anter an dud a bcp coste,  
Eget ini c'hanoch: va santimant ê se.

## RICHARD A NORMANDI.

Nan, nan, na rit get se, Roland, me o supit,  
Lézit a bcp coste ho uid da,gombatj;  
Ma ve ini c'hanoch lazet pe gementse,  
E ve eun domaj bras, hac e vemp tamallet.

## ROLAND.

Me heuillo oc'h avis, Otrone, pen da ben:  
Demp eta assambles var hon adversourien.

## RENOD.

Ne velan' qet'e' tñch ROLAND e bromesse;  
Prometet en devoa dñst'e unan din-me.  
Am diouermentz awng eos a bcp tu.

## RICHARD.

Perac tra, tud Charles, didalve ha poltron,  
E fel dêch distruja ar Roue fal Yen?  
Rac c'houi,dreist pepini, noc'h que get lech d'evlam;  
Sentet enedens buzoch, on'en dñt get manget tam.  
Hogen ni ê ar re a die cibunissa:  
Poc'h eus on halevet, c'houi gennyo en renva.

## ISAKAR.

Mar gallomp m'ntenfer hor grifou var o goug,  
Ni o stagos gant'an assambles ous at groug.

## REGNIER.

C'hoant o pe da ober, més ni oc'h ampecho;  
Me o ped, Oiron, tennomp hor c'hezeyou;  
Ma royomp ar chasse da boltronet Charles;  
Eudem tanta rangont, pe ober ar jiles.

Amà e combang var gombas ferme.

## MOIS,

Courach, va mignonet, hac ez omp evite;  
Redoubtomp hor furor ha saillomp varesze.

## GALERAN,

Otrou ar Prinç Roland, m'o ped, n'em avancet;  
Ma n'an deut d'or zicour e viomp qemeret.

## ROLAND.

Nonde-mil-crampezen! pelech e ma Renod?  
Ma voelfomp ar vech, m'a piou e ar goellz pot.

## RENOD.

Ez ouz ous, o, qortos, gant impaciantet;  
Poan vrassoc'h eus, Roland, e clasq en emgavet.

## ROLAND.

Ha c'houi zo préparez, ma zayomp da jouti?

## RENOD.

Prest avoalch pa garfoc'h, Roland, me o tisf.

Amà e combatant gant o lancou.

## ROLAND.

Dalit eur flipat mat, qenj ma yêt en ho rout;  
Me ro dêc'h qemense beprer evit talvout.

En em heulta reont gant o lancou.

## RENOD.

Nebont me o pêo qent mont divar al lech';  
Dalit, va c'hamfarad; caout a rit ennes sec'h?

ROLAND a goe march hac all, had a laverdean:

APP bouded fan avres! ar blei ous da tago!

Bea bet quer mechant da goea dindannòn,  
Evit qêlou eun tol digant eun den dister!  
C'hoant a meus da déri da c'houzoug èr rivier.

OJER.

Ha c'houi eta, Roland, en em gonto coulz pot,  
P'ê gouir oc'h eus bremâ leiz ho cof a Renod?

RENOD.

N'oc'h eus afer, Roland, da damal re ho marc'h,  
Me gombato ouzoc'h troad-ous-troad sur-avoalc'h;  
Re huel e öüintit e foen d'o marc'h, Roland,  
Hac e gerc'ha a rit ive moderamant;  
Hogen me a guodu va marc'h Boyard erfat,  
Hac ec'h allan hardi mont gantàn d'ar gombat.

ROLAND.

Re a rit an anter, Renod, ous va goapât,  
Balamour m'ê manqet va marc'h gant eur flipat,  
Evidòn da vea qoeet an tol qenta,  
Ni ranco n'em aprou stard qent dispartia,

RENOD.

N'en dê qet just, Roland, penos e vec'h var droad,  
Ha me a ve var varc'h; me zisqenno timat.  
Pa on eus afêçon aprouvet hor lançou,  
C'hoariomp eur barti c'hoas gant hor c'hlezeyou.

ROLAND.

N'o toujân qet, Renod, rac-se me o tifi  
Da zont gant ho cleze da c'hoari eur barti.

Eu em ganna a reont a deliou cleze.

RICHARD A NORMANDI.

Penos, ha possUBL ve, Tadou demeus a Franç,  
E' vemp-ni quer coûard lezel en hor prezanc  
Daou zen d'en em laza, ar vaillanta biscoas  
Zo bet var an douar? qementse ve domaj.

OLIER.

Nan, nan, n'er soufromp qet; demp are d'ar mèie,

Hac en em aranjomp pep den eus e goste.  
En em renqa ra pepini eus e du, hac en em avançont.

ALARD.

Avançomp prest, va zud, evit sicour Renod;  
Me vel ar Fransicien o tont c'hoas d'an assot.  
Amâ e comang ar gombat jeneral.

ROLAND.

Me garfe e lesfac'h ac'hanomp, Otrone,  
Da finissa'r gombat entre Renod ha me.

RENOD.

Mar qarit dont, Roland, ni a yélo d'ar c'hoad,  
Hac eno ni allo finissa ar gombat.

ROLAND.

Contant bras on a ze; me aprou ho propos.

RENOD.

Me ya eta aroc a chomo d'o cortos.

GUICHARD. Renod a ya d'ar c'hoad.

Sortiet ê Renod, va breudeur, heuillomp-àn ;  
Eun dra a zo aroc en deus c'hoant da dizàn.

Alard hac en a ya d'ar c'hoad vairerch Renod.

ROLAND da Olier :

Me ya da achui va bataill gant Renod.

OLIER en aret hac a lavar deùn :

N'en deet qet certen, p'otramant oc'h eur sod.  
Chomit ganemp, Roland, me o ped, d'or zicour,  
Rac guel a rit avoalc'h on eus re a labour.

MOJIS.

Couraj, va mignonet, redoublomp hon toliou;  
Reculi a renqont, en despet d'o baro.

IDELON.

Me a vel, Otrone, ez ê ret demp quitât ;  
Goell ê ober abred eget re diveat.

RICHARD. En em zovetât a reont.

Me greufe gant araj qent ma vanqfen d'o heuill;

Ar c'henta a dizan, me r y d an maleur.

FIN EUS AR BEMPET ACT.

## C'HOUEC'H VET PROLOG.

**M**E gred, compagnuez,   troublet ho memoar,  
O tonet da velet ar fin eus an histoar;  
Rac n'en deus mancion ganemp nemet combat,  
Brezel continual, rivierou eus a voad.  
Aboe ma   croquet an eol er firmament,  
N'en deus bet dindana n eur brezel quer sanglant  
Na qement a viser na desolacion  
Evel o deus soufret ar p var map Emon.  
Leqeomp hon daouara oll var hor c'honsianc,  
Hac avouomp gant gouir, entrezomp, pobl a Franc,  
Penos ne garfemp qet bea led d'anc'houlza,  
Da velet ha da spouff eur sort adversite.  
Impossubl   da zen, cr dit, oditoret,  
Discleria birvigen an histoar var. e hed.  
Ia, pa ve eur bla peb den eus e gompren,  
En defe da ober avoalc'h leis e groc'hen.  
C'houi a velo brem a ar jenerus Richard  
Hardioc'h evit leon nac ixe leopard,  
O tifia Roland da gombati out a,  
Hogon dre eur maleur e q mer anegan,  
Pebez joa en devoe neuze at Roue Franc,  
Pa velas Richardic dindan e buissanc,  
Ma conclu ar Roue e vo ret e grouga;  
Mes Mojis a labour evit en delivra.  
Pa voa bet delivret Richard demous ar groug,  
N'en devoa qet a aon palloc'h deus mpe c'hong,  
Neuse e yas hardi da gant ar Roue  
Evit disquel d an e voa c'hoas en boc,  
Neuse voe eur gombat, gant calz eus a vigour,  
Ebars entre Richard ha tud an Ampereur;  
Bea voe entreze egal mat ar barti,  
Hac e voe gr t Richard prisonier bars eant.

Mes Mojis a eure d'ar Roue eun tricom,  
 Hac a eure deàn dispit en e galon :  
 Dont a eure gantàn curunen ar Roue,  
 E gleze hac e septr, ne vanas mat Doue.  
 Mojis a eure c'hoas eun tricon ar c'haeràn,  
 Renta't-Roue eousqèt en castel Momoban.  
 Neuse e sortias da ober pimjen,  
 O sonjal e voa fin d'ar brezel inhumes.  
 Caer en devoa Renod mont var e zaoulin noas  
 En presanç ar Roue evit goulen e c'hraq ;  
 Mes p'er goelas qement en desolacion,  
 E eure e renta prest en e bayillon.  
 Ah ! Renod ! c'houi a zo eun den zo calz te vat ;  
 Rac renjet vesò dèc'h an dtouc evit ar mat :  
 C'houi vo assiejet gaut Charles qent ar fin  
 Qen a voc'h var ar poent da vesvel gant fachin.  
 Mo ped, Compagnunez, qent evit sorria,  
 Da vea atantif da glèvet an act-ma :  
 Traou a velfoc'h ennàn a n'en d'int qet comun.  
 Me ya ha zotia rac na vén impottun.

## ACT VI.

## QUINTA-DIALOG.

*ROLAND à antre gant e suit, hac a lavar :*

Disesperi a ràn gaet an disphijadur,  
 Pa deuàn da zonjal er c'hanc, en avantur  
 A zo ganemp, va zud, ar vech-mâ éouet.  
 Me gred parfquamant ez omp bet anchantes  
 Gant ar sorcer Mojis, zo mignon da Zatan,  
 Evit caout ar victor varnomp ar vech-mâ.

*Ouz.*

Me meus aon, Otrøme, en traitour fal Yon  
 Na travisso Renod sur digant Solomon ;  
 Re ez int cherc'het, hac rac-se e meus spont

N'en em gafe Renod gante dre eur rancont.  
 En eur plaç enq, Roland, ez oc'h en em gavet,  
 Rac oc'h acoutramant zo terrubl difrezet,  
 Hac ho marc'h a zo cam, ne ell mui mont d'an drot;  
 Seblantout a ra din oc'h eus goelet Renod.  
 Me a sonje penos, pa gomzac'h qen apart,  
 O pije ravisset digant Renod, Boyard,  
 Hac e teuje Renod da brisonnier ganêc'h;  
 Evidòn da zellet, n'er guelân e nep lec'h.

**ROLAND** a dostaous Ojer hac a lavar :

Dre Sant Denis a Franç! Ojer, mar o tizàn,  
 Ma n'am bo ho pue, pa dlefén perissàñ.

**OJER.**

Mar deuit bete se, me o retorno prest.  
 Ar vech-mâ gouscoude oc'h eus cavet ho mest!  
 Evit qement a rêch' oc'h ober pomajou,  
 En deus savet Renod manifiq ho qillou.

**ROLAND.**

Ne allàn soufr pelloc'h e reprochou cruel;  
 Discrogit diouzin, me o ped, Olier,  
 Evit me'n-em venjin demeus an traitour-ze  
 En deus grêt trahison en andret ar Roue.

**OJER** a denn e gleze hac a lavar :

Alòn eta, Roland, soutenomp hor c'homzou  
 Bremâ souden vantant a veg hor c'helezeyou.

**RIPUS** a aret Ojer hac a lavar :

Apezit ho coler, me o ped, Otrone :  
 Ar pez zo tremenet na gomzomp mui a ze.

**RICHARD.**

Ah! Roland orgouillus ! ditroit diouzin ;  
 Me zeu d'o tisia da c'hoari eur barti.

**ROLAND.**

Ia-da, Richardic; poc'h eus c'hoant da c'hoari,  
 Ret ê ober moyen da zont d'o contanti.

*En em gomzati a reont o diaou,*

Me a qef ifrontet terrubl, Richard bian  
Donet d'am difia evidout da-unan !

**RICHARD.**

En em rezolvet ôn, ne rôan cas ebet :  
Qemeret a rangan, pe bea qemeret.

**ROLAND.**

Er sonj-se ez out-e, ifrontet hac hardi ?  
Deut oll deàn, va zud, evit en assomi.

Richard en em disen vaillantous an enemis.

**EUN OFFICER FRANÇ.**

Na gredit qet penos o lasemp, camarad ;  
Mar qerit n'em renta o pezo qartier mat.

**RICHARD.**

Déc'h n'em rentan, Roland, ha nonpas da eun-ai,  
Abalamroùr ma zoc'h eur Chevalier loyal ;  
Gant ar gondicion em bezo va bue.

**ROLAND.**

Hac o pezo, Richard, ep n'ep difficulte.  
Richard en em fent var gemeutte. Roland aguante.

Demp bremâ, Otronez, dà gavet va cont ;  
Souezet xo o c'houzont pelech en talecoup.

**Y L V E T D R A Z O G.**

**RENOD a antre gant e dud hac a lavar.**

Na pelech é mapet Roland an den gaouyat ?  
N'en deu qet d'am c'havet d'achui ar gombat.

Disesperi a ran gant araj var ar plac'h  
Pa na gavân-me den da exerc va c'hourach.

Mes me, a glêo êru eaje d'am recrai :  
Cavet a meus anfin ar pes a falie din...

O hanaveont Yon gant Salomon, a layare  
Ah ! deu abominabl, glouton fal Salomon.

Discrogit mar qirit eus ar Roué Yon,  
Pe gant va flamberje m'o qarterio bremâ,

Rac c'houf' n'en d'och qet digh' epqen da douth' ouïe.  
SALOMON.

Pa fel déch' e gavet, ni e Roy déch', Renod;  
Na sonjé qet pend's e vemp'ni sur qer sod,  
En em laqat' kif' boan' evit' euh' deh' traitour.  
En em dennowp, va Rud, pa n'on eus qet sicour.

RENOUD da Yon:  
Ah ! Rôde déloyal ! traitour fal missaget !  
A rac m'or boan' bet ac hanouic sicouret  
E voas deut d'oh livra d'ar Roue deus a Franc !  
Bremâ e po ar groug evit da récompanc.

YON en em string d'an daquin hac a laver :  
Ah ! va breur qer Renod, def h-u en em rentant ;  
Mervej'a dic'an sur dre, maro crucian ;  
Rac-sé, me o supli, tennit prest bo c'leze.  
Ha grit din die ho forn finissa va bue.  
Ja, hac assit prest donet d'am finissa ;  
Eun den qer fal ha me ne die pelloch' beva.

RENOUD:  
Pa velan' ac hanoch' och anaout' ho fot,  
Em eus true ouzoch', dre va fe a Renod.  
Savit prest, en ho sa ha deut da Vontoban,  
Me a roy, déch' amzer eun neubeut da vevan,  
Da obér piffien demens hō pech'ejou ;  
Pa vîmp' étu eno var se ni goffero.

GURCHARD: Ha ! tapet è Yon ; ar Rôde déloyal !

RENOUD:  
Ja certen, Galchard, pefec'h e mar ream ?  
GURCHARD:  
Me gred eo èt vasserk' Oliver ha Roland,  
Da fey dé ar chassé vigouriusamant.

RENOUD:  
Dindan boan am bué, daou goqin, daou bandard,

Ma na vot cos ma vo amprisonet Richard.

**ALARD.**

Rac ma valump e xoach' oc'h ugegn sortet;  
On eus bet aon, Renod, na vijach' qemeret;  
Rac-sa onpp deus doch heuill evit oc'h ardata.  
Mes me a vel Mojis o usgedec amâ.

**RENTOD.**

Allas! lavarit din, va chender ger Moji,  
Pelec'h ema Richard, ar Chevalier hardi.

**MOJIS.**

Ha n'en dê que distou wa ciboddes mér Richard?  
Me sonja e voa deut gant Alard ha Guichard.

**RENOD.**

Ah! siouas, grët ap' tol? qemeret assut e!  
Disespers a fan pa soñjan' qementise.  
Penos, collet ameus ar goellä va breudear!  
O deves miserabl! bëpes chanç ha maleur!  
Bremâ soudéh vantant va march h Boyard ha lac  
A ranq 'essat c'hoari eun tol subtilite.  
Me ya col pe c'honig da zelivra, va breur,  
P'otramant da vefvel gant'an er mëmes heur.  
Cassit ar Roue Yon da gastel Montoban!  
Bevit vel misnödier, me ya da bastian.

**GUICHARD.**

O! arëtit, Renod, terrubl' oc'h coleret;  
Arabat e c'hoarfe ar pes a leveret;  
Mar dê collet Richard qementse zo domaj;  
Mes ho col-u, Renod, a ve c'hoas davantaj;

**MOJIS.**

No pet qet a chagrin eus a Richard, Renod,  
Bremâ souden vantant me c'hoario ya fot.  
Me rento, doch Richard en beo er droug abet.  
Ha pa ve yarrsan daouzes d'or alc'hocet.

Assurit, va c'hender, ha va breudeur ha me  
A vo oblijet dêc'h, mar qirit oberr ze.

MOJIS.

Anfir p'el lavarân, n'en em laqit eu poan.  
RENOD.

Demp eta, Otrone, var ze da Vontoban.

### TRIVET DIALOG.

AR PRINCES CLERA HAC E BUGALE.

CLERA à vel Renod o retorn, hac a laver:

Ah! va, fried Renod! deut mad sur ravec'h,  
E voan o hîrvoudi gant glac'h ar regret,  
O sonjal noch eus qet an amzer e muijen.  
Da zebri ho repas gant oc'h adversourien.  
Mes éru, è ganec'h va breur, an den traitour,  
Sur ne verite qet e chajec'h d'er zicour.

RENOD.

Itron, o clasq donet da zelivra ho preur,  
Eo qemeret Richard gant tud an Ampereur,  
Vaillanta Chevalier zo o tougen bue;  
Mar be sur distruijet, me a yarvo ive.

EMONET.

Va zad, en em venjit demeus an traitour-se,  
Pe mar hor permetit, ni or bo e vue.

YONET.

Mar qirît lavaret Demp ar gir blânn,  
Ni denno sur yenjang demeus an traitour-mâ.

RENOD.

Lest-an'ghoas, va mibien, eun n'hubent da veva;  
Ma en devo amzer d'en em reconcilia;  
Pa vo n'reng amadet demeus e drâhison.

Ni deuy d'er punissā evel ma è r̄eson.

YON.

Me a zento ouzoc'h e peb occasion,  
 Ha prest òn, pa gerfoc'h, da vonet d'ar prison.  
 Lavaret ameus déch', ha bepret el laràn,  
 Penos è resonabl dòñet d'am punissà,  
 Ha òn bet qer mechant da vout ho trahisset,  
 O heuill goal-gonseillou darn demeus va c'homstet  
 Pere o deus dija recevet o faveur :..  
 Perisset int o zî en plenen Vocouleur.

MOYSIS.

Alòn eta', straitour, qerz demeus va ffrezanç,  
 Gant aon ne aiscargfen varnout va c'honsianç.  
 Sortjal a rer, hac e casser Yon d'ar prison

*PÈVARVET DIALOG.*

ROLAND a antre gant e suit, hat a lavar ;  
 Pelec'h e ma Yon ? lavarit, Salomon.

SALOMON.

Lamet è diganemp en hor c'confusion.

ROLAND.

Ah ! poltronet infam ! c'houi ra din arajî,  
 Ma carjach or boa grêt vaillant hor c'hevredi,  
 Bea bet digasset Yon d'an Ampereur.  
 (Ni on eus qemeret unan ar pêvar breur.)  
 Ze rentje va kott meubet rejouisset ;  
 Mes ganêc'h-u èz omp antier disenoret.

AR CHENTA CHEVALIER.

Pa vijemp daou-c'hant den assinet en eur flôt  
 Ne vouijemp qet ampedh n'an daje gant Renod,  
 An diaoul a voa sur o sicour anean :  
 Lamet a rê evel eur c'hi a vije clân.  
 Hira m'on eus gallet omp chibmet d'en disen'  
 Met neb a ve forcet n'en deus qet a lezen

## ROLAND.

Biscoas d'igareou da zeñ fai na vânqas :  
 C'houi a vo cos m'or bô eur gônfusion yrâ.  
 Ma n'or bije unan eus a vibien Eïnor,  
 Ne gredjen qet gant mez restorn d'or pavillon.

## P E M P E T D I A L O G.

*Mons, guisqeten Pelerin hac urbourdon enezorn!*

RENOU HAC E VREUPEUR.

MOUS.

Orses, compagniez, cléyct oo'dh eus laret  
 Penos ez è Mojis den subail hac adset.  
 Me ya da zisquel darn eus va subtilite :  
 Brema-souden me ya da dromplâ ar Roue ;  
 Rac m'em bô digantân amplamant aluzon,  
 Ha c'hoas ec'h espérân cavet colacion.  
 Mes va brassa beach è delivra Richard :  
 Me ranço e gavet pe' vo an afer stard.

*Sorjal a ra drô eun nor gwez.*

## C'HOURECHET DIALOG.

CHARLAMAGN hac e suit.

CHARLAMAGN.

Chagrin ha nec'hâmant a zo var ya sperre,  
 Pa deuân da zonjal pelec'h ez è chomel,  
 Roland hac Olier, Oier ha Salomon.  
 A yea êt da gerch'hat ar rong fos Yon ;  
 Raç mar c'hoarve gante nez sort droug-ayantur,  
 Me deuyo da vervel gant an displijadur.

NEM,

Eun dra dreist-ordinai, Sire, ve lagaret  
 Ne gafet qet sp loutz ce pep lez'h ho Princez.

Rac ouspén ma înt oll tud prudant ha vaillant,  
 Ez int êt en eun nômbr hat a zo suffisant  
 Ha capabl da laqat an douar da grena;  
 Rac-se bet disdouci a ze pa o pédan.

### AR CH'ENT A PAI.

N'en deus netra suroch, Ampereur puissant,  
 Ez eus en em gavet gant an Otrou Roland  
 Ha gant e duq eun dta eus a nevezentis,  
 Pa na velah ez int retornet var o chis;  
 Rat goud a rit penos Olier ha Roland  
 Zo custum da ober o beach dilijant.

### AN EIL PAI.

Ma ve en em laqet ar pêvar mab Emón  
 Da essât délivra ar fos roue Yon  
 Demeus a dre daouarn ho tud, va Ampereur,  
 E tisse bea bet breze eur maleut.  
 Rac Roland zo pel zo e clasq aprob Renod,  
 Evit gout piou ane a vo at goella pot.

**MOJIS** a anire guisqet en pelerin, hac a lavar d'ar Rouet  
 Doue oll bussaint, Mestr en en, an dduar,  
 A bedan, Charlamagh, da ogmant hò cldaf  
 Ha da rey déc'h af d'hraç da Vea iñioñfant  
 Var gement enemi ocl eus antieramant,  
 Mo supli humblamant, o Ampereur gulison!  
 Da zellet a drue hac a gompassion  
 Ous eur pelerin paour aflijet gant clevet:  
 Defotoùt a ta din nouitur ha yec Het.

### CHARLAMAGN.

Ne allan get fiout enoc'h-u, trucherien;  
 An darn vuia chanoc'h a zo afronterien.  
 Abde mon bet tromplet gant ar sorcer Moj,  
 Ne allan sur bigen fiout mui en ini.

### MOJIS.

Evit bea Mojis deti fall ha milliget,

N'en dê qet eveltan an oll belerinet;  
 Me meus mui a ezom demeus an aluzon  
 Eget n'am eus certen da ober trahison.  
 Me zeu a visita ar be deus va Zalver,  
 Hac am boa c'hoas ganén tri gompagnon sincer,  
 Pege zo bet lazet gant volerien ingrat,  
 E qichen Montoban, pa voamp o vont er c'hoad.  
 M'o deus lavaret din an dud eus ar c'hantón  
 E voa al laeron-se ar pévar inab Emon,  
 A voa gant Charlamagn persecutet qen ten,  
 Ma ê ret dê monet bremâ da volerien.  
 Unan eus aneze a zo hanvet Moji;  
 Ennes en deus brévet dip va oll izili;  
 Basatêt ôn gantán, troet ha distroet,  
 Qen nan d'on oll seyet er fécon ma velet.  
 Rac-se o suplján, Ampereur debonner,  
 D'en em venj eus ané, pa ne allan ober,

## CHARLAMAGN.

Penos en em venjin aneze evidout?  
 Me a zo reyinet gant Mojis ha Renod;  
 Ha ne allan james cavet occasion  
 Da bunissa eisat ar pévar inab Emon.

## MOJIS.

Me a bed va Doue, va Mestr ha va C'hrouez,  
 Da zont d'o funissa, pa ne allit ober.

## NÊM.

Certen ar peletin a bailant gant rézon,  
 Meritout a ra sur cavet an aluzon.

## CHARLAMAGN.

Dal anter-cant louis-aour balamour da comzou,  
 Calz a vad a iint dit da vont die an hentchou.

## MOJIS.

O trugare, Sire, demeus ho charite;  
 Doue d'o qendalcho en pep prospereite.

## CHARLAMAGN.

## CHARLAMAGN.

Petra fel dide c'hoas diganén, pelerin ?  
 Rac terrubl e chomes pis da zellet ouzin,

## MOJIS.

Evit qement a meus baleet dre ar bed,  
 Biscoas va daoulagad n'o deus consideret  
 Eur Monarq a vije quer Majestuus ha c'houi;  
 Rac-se meus plijadur ous ho consideri.  
 C'houi zeu da eclati dreist oc'h oll sujedet,  
 Evel ma ra al loar en creis an oll stered.

## CHARLAMAGN.

Choant oc'h eus, pelerin, da rei eun tam ton,  
 Evit dre'r voyen-se cavet colacion.  
 Qerc'hit deàn, Nême, eun dra evit debri,  
 Evit na zello qen quer trévezus ouzin.

## NÈM.

Me a ya da gerc'hat deàn sur peadra.  
 Sortial a ra; neubent-goude ec'h éru gant frico, hac e lar da Vojs  
 Dalit, pelerin brao, frico da verenna.

**MOJIS** a long a c'hidaouadou, hac a lar ar ont e-unan,  
 Qement-mà ameus bet bepret evit salvout;  
 N'en din qet gouscoude ep pourveanç em rout.

## CHARLAMAGN.

Coulz è sonjal pelec'h è ve manet va zud...  
 Mes me o guel éru evel dre eur burzud.

## ROTAND.

Grêt on eus eur veach, Ampereur puissant,  
 N'en dé qet, ati eus aon, erve ho sanguinant.  
 Ni or boa qemeret ar fos róue Yon,  
 Peneverde sicour ar pêvar mab Emon  
 A zo en em gavet var ag'hent d'oh Yaficont,  
 Evel leopardet, hardi ha divergont,  
 Hac o deus grêt qement dre esfort o armou,  
 M'o deus en delivret adre hor c'habanou.

Mes evit réy eun dra a gontantamant déch' Richard, mab da Emon, a zo deut en e lec'h.

**CHARLAMAGN.**

Ha vaillanta eun den oc'h-u, Roland, va ni !  
Ne dalfe qet e nac'h, ho peach a blij din.  
Ma na-vijec'h qet êt, bremâ me a vel sclér,  
Ne voa qet qemeret Richard da brisonier;  
Ha ma vijach'-u êt ive da Voucouleur,  
Ne voa qet achapet Renod hac e vreudeur.  
Ah ! Richard, coqin fal ! êru é an amzer  
Ma vo ret dit santout ar boez eus va c'holer !  
Te c'heus va ofancet alies, cos bilsiq,  
Hogen n'er gri pelloc'h, rac mè viro ouzit.

**RICHARD.**

Evidôn, Charlamagn, da vout ho prisonier,  
Me lavar déch' hardi, ep bea tam flater,  
Entre ma vo Renod ha Boyard en buc,  
Ne scœch' qet din droug, me o tifî da ze.

**CHARLAMAGN.**

Hac out gen ifrontat dont c'hoas d'am zifid !  
Abalamour da ze me a ray da grouga.

**RICHARD.**

Qent m'am guelet crouget, Charlamagn, ha c'houi gléo ?  
Me a velo qenta ec'h etrangli en beo.

**CHARLAMAGN.**

Penos, cos mab ar c'bast, evelse é dide  
Parlaat qen arogant en prezang sur Roué ?  
Ar Roué a scô axéan. Mojis a c'broga entre e zento.

**RICHARD.**

Ra vezin confonjet, m'am sqoît davanlach  
Me deuy doc'h etrangli bremâ gant va c'houra.

Richard hac ar Roué en em grogo

**OGER.**

Crogit prest er Roué, Salomon, me o peds  
Me grogo en Richard m'a vint dispartiet.

## SALOMON.

Me o ped, Ampercur, aperit ho color ;  
Ne dicit qet er sqey pa è ho prisonier.

Olier.

En em paciantit, me o supli, Richard.

CHARLAMAGN.

Me o ped da zonjal insolânc ar pardard ;  
Hogen me en toue, mar dòn Roue en Franc,  
Me r y de n mervel en crong aus sur potan .

RICHARD oc'h amvecou Mojis a Javar.

Poc'h eus qement a c'hoant da laqat va c'bronga,  
Pelec'h e vo ar plaq ma rangin fressa ?

CHARLAMAGN.

Pa oc'h eus c'hoant da c'hort ; var lein meuc Focom,  
Hogen da c'hortos se ec'h eet d'ar prison,  
Ha neuze var arc'hoas evel ma vo leinet  
Ni vaqo gan c'h-u, deff fal ha milliget.

Mojis a zorti ziohlie, gouda bea cl vet se bat an Roue a laver  
Roland hac Olier, qassit-an d'ar prison.

ROLAND.

Site, ni reyo ze kep n p mission.

## SEIZZET DIALOG.

RENOD a antre gant e suit-hao glaouz.

Gant im paciantet e fol din velerg  
Pa na yelen o tote va c'hender qet Mojis,  
Peini a voa  t da zellivea Richard,  
A zo bes qemerec d c fot an d ou standard.  
Mes me a vel Mojis e tenet op ve breur.  
Maro  , emeus paen. Ah ! Doue, pes malour !  
Pelech ouaz Richard ? laverit din, Mojis.

Mojis.

E medi en bacy nez-si bet disoarch.

Var arc'hoas ar beure e tle bea crouget  
 Var lein mene Focon ; rac-se n'ém breparet  
 Mac'h ayomp a vanden evit en delivràn.

RÉNOD.

Ho comzou, va c'hender, a vianna va foan.

ALARD.

Ret vo demp pâtiel a Vontoban fenos,  
 Hac en traon ar mene ni chomo da c'hortos  
 Ma vezó deut an de hac ive an amzer  
 Ma tle bea crouget Richard va breuiq' qer.  
 Nep a vo qen hardi da êssat ober ze,  
 A losqo e groc'hen, p'en dese mil bue.

RÉNOD.

Bet assur ho conseil, Alard, zo excélant :  
 Demp-ta d'en em armi, me o ped, dilijant.

### *E I Z V E T - D I A L O G .*

CHARLAMAGN *hac e suit a antre.*

CHARLAMAGN.

Ret ê, va Baronet, bremâ deliberi  
 Piou a yêl da grouga Richard an den impi,  
 Peini a zo bet em andret qen traitour.  
 Rac-se ta, Beranjer, pa oc'h deut d'am r'icour,  
 Me o ped da grouga Richard, mab da Emon,  
 Hac o po ar brovinç a Flandres, ya mignon.

BERANJER.

Me yekkerfat, Sire, ervez ho proposiou,  
 Penos ne garit qet assuret ac'hanon,  
 Dre-ma teut d'am pedi d'ober eun action  
 A ve din ha d'am zud mez ha confusion.  
 Ne grougin qet Richard hardi m'el lavar dêch:  
 Comandit d'ezza alli ha goc a sento dêch,

## CHARLAMAGN.

It da grouga Richard, me o ped, Idelon,  
Ha me a royo déc'h rouantelez Gascogn.

IDELON.

Exantit ac'hanòn, Ampereur, eus a se;  
Eur vech-all, moc'h assur, me rei ho polonte.

CHARLAMAGN.

Acuset oc'h, Ojer, ebars en Voucouleur  
Ho poa bet espernet Renod bac e vreudeur;  
Hogen mar oc'h eus c'hoant da vea va mignon,  
Crougit din em reqet Richard mab da Emon.

OJER.

Ha c'houi zonj òn qer zot, leret, Roue Charles,  
E crouqfen-me Richard, zo va c'hender-gompes?  
N'en dòn qet êru c'hoas ebars en andret-se,  
Rac-se e lavaràn franchamant, Otrone,  
Nep a vo qen hardi dà vonet d'e grouga,  
Me am bo e vue, pa dlefén perissa.

CHARLAMAGN.

Crouget vo gouscoude sur, en dispit d'o fri.

OJER.

Anfin ni a velo piou a vo qen hardi.

CHARLAMAGN.

M'o ped, va niz Roland, c'houi zo den a galohé.  
Hac a zo adversour da vugale Emon,  
Crougit din em reqet Richard au insolant,  
Ha me laro partout ez oc'h eun den vaitant.

ROLAND.

Ne grouqfen qet Richard evit netra erbed,  
Rac me am eus deàn tout expres promet  
Pa voa en em rentet; en dije e vue.  
Rac-se me o supli, va Eont, va Roue,  
Na ret qet din donet da fossi va sermant:  
List Richard éa due, me o ped humblamant.

## CHARLAMAGN.

Ra viot milliget gloutonet didalve,  
 Pa ne fel qet dêch-u ober va bolante.  
 Salomon, c'houi zo dia bepret eun den fidel,  
 Hac a zalc'h dindannon ar vro a Vreiz-Izel :  
 It da grouga Richard var refus ar re-mâ ,  
 Hac e vezoc'h pelloc'h exant d'am zervicha.

## SALOMON.

Ampereur Charlamagn, me rôyo ze ep nec'h ,  
 Gant ma refoc'h ivè eun dra a larin dêch :  
 Me a yêl da grouga Richard da Vont-Focon ,  
 Moyenant ma teufoc'h ganén da gompagnon ;  
 Ha mar fel da Renod ha d'e gender Moji  
 E lemel diganén , c'houi deuy d'am secondi.  
 Ma na rit qementse, me lar dêch ep caqet  
 Ne grougin qet Richard, p'am be oll vad ar bed.

## CHARLAMAGN.

It d'ar groug, canailles , pa na zentit ouzin :  
 E clêvet ho comzou e fel din arajin.  
 Me o ped, Duc a Nêm , consolit ac'handoù;  
 Ma na sentit ouzin m'en em bricipito.

Ar Roue, Nêm hac ar Pajet a rostid.

## OLIEN.

Ah ! fachet ê Charles ar vech-mâ , Otrone ;  
 Biscoas n'em boa't guelet quer farouch ha ma-zêï

## RICHARD A NORMANDI.

Guelet a rit bremâ balamour dêc'h , Richard ,  
 Ez eus entre'r Roue hac e dud debat stard.  
 Ma na ellomp ober dêch recour ho pñe ,  
 Ne vo qet eus hor fot , guelet a rit mat se.

## RICHARD.

Me o ped , Otrone , n'en em dourmantis qet ;  
 Pa ve possUBL e ven casset da vest crouget ,  
 Ha me pignet er squeut , em bo an esperanc

Evit qementse tout n'cm bezo nep ofanc.  
 Me meus goelet Mojis em c'hichen er gentaou,  
 A voa deut sur da c'hout penos e voa an traou,  
 Hac e meus ar greden ne vin qet ancotuet  
 Gant va breur quer Renod ha gant e vignonet.

OJER.

Nebon gant qementse me zo rejouisset ;  
 Deut eta d'ar prison, n'o pet qet a vorc'het.  
 P'en deus clêvet Mojis penos ema an dro,  
 E vezoch' delivret certen eus ar maro.

*No V ET D I A L O G .*

RENOD hac e suit.

RENOD, pignet var Boyard, & lavar :

Orsus, démp prest, va zud, evel p'or be matc'hat,  
 Var zu mene Focón, rac na vemp diveat.  
 Ma n'allomp dont aben da zelivra va breur,  
 Me varvo gant glac'hac querqent hac e valleur.

REGNIER.

Partiomp pa gerloc'h vit sovetât ho preur,  
 Ha tachomp d'érudout qent iud an Ampereur,  
 Ni lamo anean digant iud ar Rôue,  
 Ia, pa ve memes pemp mi den aneze:  
 Me gred parfetamant e va grêt contenanc  
 Da c'hout piou a stago Richard quis ar potanc. ●

RENOD.

Demp prest en hòr beach, Otrone, m'o supli,  
 Ha ne aréomp qet qen a vezimp éri.  
 En em-laqaat a revat en hent, huc en em gevont tost da Vont-Focón,

RENOD.

Setu n'i ar vech-mâ, va zud, tost d'an endret  
 Elech' ma tle bea va breur exécuted ;  
 Rac-se lavariit din ebars en langack' bêr

Petra hon eus bremâ ar guella da ober.

GUICHARD.

Ma ve c'houi a zentse ous va avis, va breur,  
N'en em disqoelfomp qet da dud an Ampereur ;  
Rac mar santont penos hor bo ar volonte.  
Da zont da zelivra hor breur Richard oute,  
E teuint d'en crouga, an dud fal, ha traitour,  
Qent mac'h alfomp donet da rei deàn sicour.  
Chomomp amâ er c'hood ha beomp var hor gard  
Pe a goulz e teufer evit crouga Richard;  
Ha neuze p'o guelfomp o tonet dre amâ,  
Ni a yêl a vagad evit en delivra.

RENOD.

Guichard, parlant a rit evel eun den prudent,  
Hac ar c'honseil a roit a zo sur important :  
Ni a zento ouzoc'h ; rac-se, va mignonet,  
Chomomp amâ er c'hood, hogen beomp secret.

AR SECRETOUR.

Calz a vad a rêy demp donet da zisquiza ;  
Prest avoalch' e tisfemp dont da gousqet amâ.  
En em laqat a reont da gousqet er c'hood.

### *DEC V ET DIALOG.*

CHARLAMAGN ha NÊM.

CHARLAMAGN.

• Petra dal din bea Ampereur ha Roue  
Ha bea elevet ebars en dignite,  
Ha cavet calz a dud pere a zo, vaillant,  
Pa nà geront senti ous va c'homandamant ?  
Possubl ve, Duc a Nêm, déch c'hoas el lavaràn,  
Ne gafen qet eun den a yafe da grougan,  
Richard an insolant bremâ da Vont-Feson,  
En deus va ofancest en lîcs à fêçon !

NÊM.

Mac'h oufen, Ampereur, ne fachfac'h qet ouzin,  
E larfen déch eun dra am eus em fantazi.

CHARLAMAGN.

Oc'h avisou, Duc Nêm, a zo atao prudant;  
Rac-se ta, va mignon, n'oc'h eus nemet parlant.

NÊM.

Margrit crouga Richard, mab prop d'an Duc Emon,  
E rêyo ze da galz mez ha confusion;  
Rac an Tadou a Franç a zo qerent deâ,  
Ne bermefont biqen donet d'en distruja.  
Poc'h eus en o pouvoar Richard, va Ampereur,  
Comandit da Renod hac ive d'e vreudeur.  
Donet d'en em renta dirac ho Majeste,  
Da ober déch sermant eus a fidelite;  
Ar pes, me och assur, Ampereur puissant,  
A rîy mibien Emon buan ep complimant.  
Ober dê repari an domaj o deus grêt  
Dêch en och armeou en amzer dreimenet  
Ha dont d'o servicha ar rest eus o bue,  
Hac e laqfoc'h Richard ebars en liberte.  
Mar grit se, o pezo finisset eur brezel  
Pehini zo, siouas, cos da galz da vervel.

CHARLAMAGN.

Na larit gir a ze, col och amzer a ret,  
Rac Richard dreist pep tra a renq bea crouget.

NÊM.

Me lavar franchamant déch, ep bea traitour,  
Ne refoc'h evit se nemet tenna labour.  
Setu ni daouzec vloas zo och ober brezel  
Da vugale Emon, hor c'herent naturel:  
Ma vijemp bet qeit all var ar Sarazinet,  
Hor bije eûn nombr bras anê convertisset.  
Brassoc'h enor ve demp combati vit ar fe,

Eget ober brezel d'an ~~jud~~ eus hon ligne.

*Le récit de... CHARLAMAGN.*

Nême, me laver d'êch', mar d'en Roue en Franç,  
Richard a ranq bea crouget ons eur potanç.

*Nême.*

Hogen pa laverit e ranço perissa;  
Dalc'hit-ân er prison diâna da vreina,  
Men devo paourentz bete fin e vue',  
C'houi vo deus aneân en em venjet neuze.  
Biscoas mato Bepvet, ne voe qen quer goerzet  
Evel mato Richard mar be zet distrujet.

*CHARLAMAGN.*

Nêm, comz a rât bremâ evel dre interest;  
Hogen me a bretant penos ê me ar mest.

Tud ar Roue s'astre gant Richard, peini a zo garotet.  
Petra, ê gement-mâ, Otrone, larit dîn;  
Penos, ne yo quer grêt ar pez a lavalin?

*Olier.*

Me o ped, Charlamagn, n'en em dransporât qet;  
Ni zo prëst da obet evel a leveret.  
Pa fel dêch' distruja Richard, mab da Emon,  
Ni lezo ac'hanoch' en ho iiscrecion.

*CHARLAMAGN.*

Evit bremâ, setu, e comzit gant rôson,  
Neus qen nemet obet, an execucion.  
Orsus piou en em ofe da grouga prest Richard,  
Ma vo eur veach fin démeus an tam pandard?

*RICHARD.*

Charlamagn, n'en dê qet eun dra just na rôson  
E ve crouget eun den eus va c'hondicion;  
Pe assur mat grit se, me lar dêch' var ar plac.  
E vo goerzet se-dêch' en doubl meur a veach.  
Hac e ven-me mato, ma a meus choas querent  
A zo qid redoutet hac a zo his o dent,

Pere ne vānqint qet da venji val mārō;  
Rac-se grit ac hanon : ch' em resovet on.

## RIPUS.

Me ra ofr da grouga Richard an tati capon,  
Raç m'en deus bet lazet va eont Ganelon,  
Hac ar Princ Bertelot a vda deus va ligit  
En deus lazet Renod dre eun tol lachete,  
Ha Fouges hac Hernier, hac an Duc nobl Grifon,  
A voa oll dioustu dñi qereor ha mignon.  
Mibien Embon zo bet oll anqou d'ar reze,  
Mes ember me béo erhanh cas atieze.  
Rac-se, va Ampereur, rois et rejimant  
Demeust an duc armes, couraus ha vallant,  
Ha me yel emborsat brennâ d'ar Vont-Focen,  
Da lataf h' têzit da execuc'on.  
Me a grougo, Richard ep douja tam Renod;  
Mar car en em avanc e réy eun afer zod,  
Rac aon na ve laqet ive da gontre-poes  
Gam Richard ouz at grûg, neuze e vo qites.

## CHARLAMAGN.

Ah! Ripus, den vallant choui a zo va mignon;  
Mar grit se me rois dec'h ha Marseill ha Toulon;  
Ouspen, moch exanto en amzer da zonet  
Da renta qdñ servich ebars en nep andret.  
C'houi, pavat Chevâlier, a gavan tud adret,  
Me a gred e rofch eur veach em reget.  
Ha c'hoi Cont Galeran hac an Duc Isakar,  
It ive gant Ripus, balamour ma zoch qar,  
Da zicout ainean da zont d'en em venji  
Deus an den fal Riehard, va brassa enemi.

## AR C'HENTA CHEVÂLIER.

Ampereur Charlamagn! dre euz galon joaus  
Ni yel en ho reget da asista Ripus  
Evit crouga Richard var ar mene Focen.

Pa vo ous ar potanç e vo grêt sur e gont,  
OJER.

Me o conseil, Ripes, pa c'houennit qorden,  
Da ober eus ho c'oug exprès al lagaden,  
Rac mar garu Renod, ar Chevalier fier,  
E vo grêt dêch ar pes a sonjît da ober.

RIPUS.

Evidoc'h-u, Ojer, da gaout dreug n'o calon,  
Me a grougo Richard en ho confusion.  
Rac-se eta, Sire, me o ped, grit' defanç  
Ne vo grêt nep reproch a ge d'am alianç.

CHARLAMAGN.

Grit ho tever, Ripes, me o recompanso.  
Me lavar adieu dêch qen a vo en distro.

Sortial a reont tout nemet ar re a die crenga Richard.

RIPUS.

Alòn, querzit, Richard, entreze ar mene,  
Elech ma vo ret dêch finissa ho pue.  
Ha chouï a vel dubnt, Richardic, ar potanç  
Elech a visiqén ma vo ho temeuranç?  
Êru ê an amzer ma venjin gaft rôzon  
Maro va c'herent paour Fouges ha Ganelon.

RICHARD

O pet ouzin true, humblamant me o ped;  
Eun dën qen nobl ha me ne die qet bout crouget.  
Hogen mar plij ganêch donet d'am delivra,  
Me a réy dêch qement a meus var ar bed-mâ.

RIPUS.

Ha pa rofac'h din-me caera tra zo en Franc,  
Me a renq ho staga en croug ous ar potanç.  
Rac-se, déut prest er sqeul ma veet depechet;  
Rac mervel a ranqit diveat pe abret.

Laqat a ra'eur gordeu en e c'houg, hac e ra deau pignat er sqeul.

RICHARD

Ret ê eua mervel! evit se nt ran fots,

Hogen pa noch' eus qet a drue ois va c'hoif,  
 Me o ped humblamant, balamour da Zoue,  
 Da viana da gaoi true ois va ene.  
 Roit din eun anter-heur epqen da viana,  
 Ma rin-me eur beden qent evit finissa,  
 Peini a zisqis pa voans ébars er scol,  
 Adavaràn bemde abacut bén henor  
 D'an Otreou Sant Richard, mignon bras da Zoue,  
 Ma reyo din ar c'hraç da recour va ene.

## RIPUS.

Nan, nan, c'houi n'o po qet anter-heur na qardeur;  
 Ret ê executi désir an Ampereur.

## AN EIL CHEVALIER.

Ripus, me o supli deus a greis va c'halon  
 Da dei déan amzer da ober oréson ;  
 Rac mac'h alse donet da recour e ene,  
 E vec'h recompancest en ên gant va Doue.

## RIPUS.

Hast eta, reuseudic, ha na vez qet re hir :  
 Lavar prest da afer en daou pe en tri hir.

## RICHARD en em laqa var e zhoulin da lavarat e Oréson.

„ O Doue infinit, éternel ha puissant ! „  
 „ C'houi pini a grouas an oll antieramant, „  
 „ Hac oc'h eus digasset bo Mab an eil ferson „  
 „ Er bed-mâ gant soufranç da bêa hoen rançon ; „  
 „ C'houi oc'h eus preservet ar Profet Daniël „  
 „ Goechal en eur c'havarn touez leonet cruel, „  
 „ C'houi oc'h eus delivret ive tri inoçant „  
 „ Er gêr a Vabilon eus eur fournes ardant „  
 „ Ar bobl a Israël, Moyses, Aaron, „  
 „ Pere a voa captif dindan eur Pharaon ; „  
 „ C'houi a eure dese, dre ho craç, ho vertu, „  
 „ Achap eus au Ejipt ba tremen ar mor ru ; „  
 „ C'houi oc'h eus delivret ar gêr a Veului „  
 „ Dre brudanç hac adres an intanves Judith ; „  
 „ Ha délivret Jonas eus a gôf ar balan. „

„ Mes bremâ, va Doste „ me deau d'ô suphiâu  
 „ Da zellet a drue ouzin, infortunet,  
 „ A zo ret din mervel eus a greis va yec'het,  
 „ O ped ouzin true, va faeron Sant Richard,  
 „ Pa son abandonet gant Renod' ha Boyard.  
 „ C'bas e larin eur git qêt evit finissan,  
 „ Pam bezo qemeret cun' neubent va alan.

Boyard, o'ch anaveont mber Richard; a ses gant redreid than doas/  
 gen e string an tan; grizingal a ga spontus horup; anfin, racine racine  
 tok troad' d'e vesti evit en disfunt.

**RENOD'**, spouronet oll, a zao, a zaill var Boyard, a dénn  
 e gleze hac a gri var boez e benn :

D'an armou, Oronet sap an alzat a bress;  
 Setu me disunet gant va Boyard exprest,  
 Aon a meus eus o'halbin na vomp're diveat,  
 Erve an arviou en deus gtêt va Boyard.

#### RIPUS.

La eternacion

Evurus o'ch, Richard; bremâ su me a vel;  
 C'houis a vo delivret ha me retqu' mettel,  
 Rac me vel ho preudous étu d'o telivrân;  
 O pét truc ouzin; humblamant o'pedan.  
 Evit va bea deut ganêch' bete'r potanh',  
 Ne rom nemet trement demense am Roste Fianç.  
 Rac me vouie esfat e vijac'h delivret;  
 O ped true ouzin, Richard qêz, me o'ped!

#### RICHARD.

Qement eus a drue am, bo ouzoch', Ripus,  
 Evel o por ouzin, na vet qet morc' hedus aço.  
 Rac birviqen Renod n'angavâ da vrêur d'as  
 Ma na deu; den mechant; bremâ doc'h etrangl.

Digneza tebot o drout deus ar sqed.

#### GALERAN.

An nep en déveus choant da recour e vuez,  
 A renquo e gonit bremâ a vec boutes.

#### RENOD.

Ah! Ripus, mas o'ch e p'douja'n' Ampercur;

N'o poa qet à respet, dem fal ! evit va breur.

**MOJIS.**

Deut amâ, Richard qêz, ma o tizamatîn,  
M'o crouget en ho plaç Ripus an den impi.

**RENOD.** Distaga ra Richard,

Me oped, Otrone, da rei din at faveur  
Ma vo me a denno venjanç evit va breur.  
Mes me a gao, va zut, è qer bras e offanç  
Ne verit qet bea crouget oûs eur potanç.  
Ne ell qet va spetet e soufr davantaj beo,  
Ebarts en eur flipat me sur en depecho.

Laza ra Ripus,

Setu ganêc'h, Ripus, recevet recompanç,  
Gonde laret staga va breur oûs ar potanç.

**GODEFROA.**

Ema zo eun tol brao ha supil c'hoariet ?  
Lavarit din penos ez och bet disunet.

**RENOD.**

P'en deus clèvet Boyard va breur padur o crial,  
È comancet neuze qerqent da chrizinqlâ,  
Hac en deus davantach roet eun tol troad din,  
Qementse en deus bet grêt din-me disunin.

**MOJIS.**

Ah ! Boyard, march' vaillant ! meulst ra ve Dous  
M'en deveus bet crouet eul loen eveldout-te.

**RICHARD.**

Me zonje o poa etren anconet ac'hanoù ;  
Ar vech-mâ gouconde ar ôbet tom varnón.

**GUICHARD.**

Mui or boa a sourci ac'hanoch evit se.  
P'on eus grêt hon afer, me o ped, Otrone,  
Demp oll joaussamant da gastel Montoban,  
Ne ch'noncomp n'esta cyit chom mui amâ.

## RICHARD.

Birviqen ne oufen r y d c'h-u da gredi  
 Pegement a zebat hac eus a fachiri  
 Zo entre a Roue hac oll dud ar pales.  
 Me gred balamour d n e maint oll dies ;  
 Rac an Tadou a Fran  o deus o fossub gr t  
 Evit clasq ar voyen ma vijen delivret.  
 Rac-se e fel d n mont secretamant en q r  
 Evit trugarecat Salomon hac Ojer,  
 Da assuri an  n'en d n q t distrujet ;  
 O cl vet qementse e vint rejouisset.

## ALARD

Go l h『ardi oc'h, Richard, dio『uallit gouscoude  
 Na goessac'h c'hoas eur vech en pouvoar ar Roue.

## RENOD.

P'en deus c'hoant da vonet me lezo ene n.  
 Dalit eta va c'horn, ha mar bezit goass n  
 C'hoezit enn n da vat evit rei demp signal,  
 Ha ni en em gavo neuze gan c'h ractal.

## RICHARD.

Ar a, banier R pus a meus c'hoant da gavet,  
 Ma tromplin ar Roue hac e oll baronet.  
 Orsus me ya brem ; rac-se, va breur Renod,  
 Ma c'hoezan en drompill, deut buan d'an assort.  
 Guisqa ra habillamanhou hac armou R pus, hac e ya da Baris.

## RENOD.

Nebon ni a y lo, me bromet d c'h erfat;  
 Rac-se eta, va zud, chomomp am n er c'hood.

*UNNECVET DIALOG.*

## OJER ha SALOMON.

## OJER.

Me meus non, Salomon, na vo re divead

Renod

Renod hac e vreudeur da zelivra Richard,  
Mar dint bet negligant da rei deàn sicour,  
E ma bremâ crouget gant Ripes an traitour.

SALOMON.

Ojer, noch eus afer da vorc'hedi a ze:  
Qeit a ma vo Renod ha Boyard en bue,  
Pa ve pignet er s'ceul ha prest da vont crouget,  
Birviqen evit se n'en devo droug abet.

OJER e velet Richard o'hanter e gêr dindan dillat Ripes, a laez  
Oh! maro ê Richard, me vel êru Ripes  
Etreze hac amân, fier hac orgouillus.  
Ra vezin confontet ma n'en dâm d'en ransonnt  
C'houi a velo bremeic dressa deàn e gant.  
Arêtit, arêtit, Ripes traitour, bougeo;  
Crouget ê ta Richard? sposonxit, ha c'houi gléo?  
Den abet nemedoc'h ne daje d'e grougas;  
Mes me a verzo sur e varo dêc'h bremâ.

RICHARD.

Entenuit, va c'hender, me n'en dòn qet Ripes,  
Qent-se, me zo Richard, sac-se bezit joatez.  
Me zo bet delivret lñc voyeo va bremeleur,  
Ha Ripes a zo bet hazet en tal ar s'ceul;  
Ha sic fallo qet din iwe monet em hent  
Ep ho trugarecat entezoch, va c'hérent.

OVER.

Ne fîan qet ennoch : savit din ho casqet.

RICHARD a zo e gant huc a lavar:  
Me er gray sur, Ojer.

OVER.

Evit bremâ m'er gred!

CHARLAMAGN a ront un a bavillon hac a lijar!  
Êru ê ta Ripes gouide crouga Richard!  
Ar vech-mâ ta eus fin demeur an tam pandard!  
Ojer, peeta fel bêch da ober d'an den se?

Mar grit nesp droug deñne colfoc'h ho pue.

OYER.

Penevert, Ampereur, respecti ho presanç,  
Me ziscargfe racial vardean va venjanç.

CHARLAMAGN.

Tostet amâ, Ropus, evit moc'h ambrassin,  
C'houj och eus grêt eun tol ervez va fantazi;  
Hogen mè en toue, mar dòn Roue en Franç,  
Ne vanqùa qet ive da rei dêc'h recompanç.

RICHARD.

Na dostet qet din re, rac me nòn qet traitour  
Me èta zo Richard, ho prassa adversour;  
Ropus a zo éhomet en Mont-Focon em lec'h,  
Hac ez ôn deut expès evit laret se dêc'h.

CHARLAMAGN.

Ah! gortoit, glouton, ma clévin ho toare;  
Tromplet och mar sönxit en em den evehe.

RICHARD.

Na sohje qet, Charles, peros ez òn eun den

A refusfe c'hoati eun tol estocaden.

Richard a ton gant e gorn, Compaginez Ropus xante.

AN ETE CHEVALIER.

Venjanç! va Ampereur, deus an den milliget!  
Setu aze Richard a go bet delivret  
Dre voyen e vreudeur, an dud malicius,  
Hac o deus distrujet ho mignon quer Ropus.

CHARLAMAGN.

On lest d'en em aprou, Otrone, p'o pedan;  
M'el laqey c'hoas e lec'h ma vezò tom deàn.

RENOZ a éru evel an svil gant e dud, hac a lavar,  
Ah! pandart execrabi!, lezit hor Chevalier,  
Pe moc'h hacho aze entre pêvar gartier.

CHARLAMAGN.

Pa out quer caer montet, ha ge cuteur jouti?

## RENOD.

Qement hac a gerfet; rac-se me o tifi.

Ar Roue ha Renod a jout an eil ous egis.

Renod a ziscar ar Roue d'an douar gant eun tol lang.

## CHARLAMAGN.

Ne dleàn dougen septr na curunen royal,  
Pa n'am eus resistet ous efort eur pot fal.

RENOD a recul hac a lavar :

Va Doue, manqet òn, me anzao erfat se,  
Pa òn bet quer mechant laqat dorn em Roué !  
Trevers, mar plij ganêc'h, Roue demeus a Franç,  
Qen an bo lavaret eur gir en ho presanç:  
Pemzec vloas zo dija n'em boe an avantaj  
Da lavaret eur gir dirac ho personaj.

## CHARLAMAGN.

Me o ped, Chevalier, larit din oc'h hano.  
Manisiq ec'h ouzoc'h exerci oc'h armou.

## RENOD.

Sire, me lavar déc'h, gant glac'har eun c'halon,  
Me zo.... me zo Renod, mab ena'n Duc Emon;  
Ha va breudeur ha me a squill daerou bemde,  
En defot ne allomp cayet oc'h amitie.  
Me voar erfat penos hon eus oc'h ofancet  
Alies eus a vech dre ma voamp contraignet;  
Hogen ne glasqomp qet, Doue voar erfat se,  
Nemet epqen an tu da recour hor bue.  
Setu ni chasseet ganêc'h demeus hor bro,  
Qen an domp bet memes pel bras en desertchou;  
Mes poc'h eus ac'hanomp privet eus hon danve,  
M'o ped, da viana, lest ganemp hor bue.  
Hogen mar doc'h, Sire, quer coleret ouzin,  
Pardonit d'am breudeur pa ne bardonit din;  
Ha me a bromet déc'h amâ en ho presanç.  
Biñiqen davantach ne retornfomp en Franç

Me a yēl diarc'hen hac en eur glasq va boueā,  
 Da visita he sacré va Zalver biniget,  
 Bete Jerusalem , va Roue, evidoe'h,  
 Mar be ho madelez rēy d'am breudeur ar peoch.

CHARLAMAGN.

Na chomit qet aze , Renod , da ravodi ,  
 Nemeduc'h a garfe livra dīn-me Moji ;  
 Mar dōn Roue en Franc hac en Rom Ampereur ,  
 Ne rin biqen trevers na dēt'h na d'o preudeur.

RENOD.

Me livra dēt'h Mojis ! petta raféch deān ?  
 CHARLAMAGN.

Ato gaut pēvar marc'h laqat en diframān.  
 RENOD.

Qent en em livfren dēt'h hac i've va breudeur  
 Eget na rān Mojis , credit se , Ampereur.

CHARLAMAGN.

Orsus pa na fel dēc'h senti ous va c'homzou ,  
 E vo ret dēc'h santont sur puissanc va armou .  
 RENOD.

Me o ped , Ampereur , n'en em avancit qet ;  
 Mar grān dēc'h nep outrach em bo calz a regret.

CHARLAMAGN.

Not'h eas afer , Renod , da zonet d'am goapāt ;  
 Pa omp en em gavet , ni n'em aprovo mat.

Ojer.

Arabat è dēt'h , Sir , dont d'en em exposi ,  
 Dreist-pep tra'ous Renod a zo eur goel barti.

CHARLAMAGN.

Pa gousste dīn n'anter eus va Rouantelez ,  
 Me rasq en em aprovo ous Renod c'hoas eurvech.

SALOMON.

Lest ar Roudie , Ojer , pa medi en humeur ,  
 Rac n'en em gev gantān a exerciç nemeur.

309

CHARLAMAGN.

Il te en deyeus aon ? lavar ze dàn, louidie.

RENOD.

Nebon deut pa gerfoc'h, n'en dòn qet qer spontiq.  
Comanç a rân ober dêc'h restitucion.

Comanç a reont combati. Renod a aulev ar Roue etre e zivrac'h.

RENOD.

Redoublit ho courach, mat doc'h den a galon,  
Ne vezia mui couard, Sire, en ho qever,  
M'o tigasso ganén fenos da brisonier ;  
Pa na viz peoch dre gaer ous bugale Emmon,  
C'houi rîy en dispit dêc'h pe' teufoc'h d'ar prison.

CHARLAMAGN a gri d'e Oficerien :

Alarm ! alarm ! Roland, Ojer hac Olier ;  
Ma na deut d'auz sicour, seta me prisonier.

RENOD a lever d'e duet :

Alôn, n'em zicouromp, va zud, guilibunan,  
Hac e teuy ar Roue ganemp da Vomlobant.

OJER.

M'a possibil ve, Renod, o pe an insolanc  
D'anlevi ar Roue ebars en hor présatig !

Tud ar Roue ha zud Renod en em gâne.

ROLAND.

Dre Sant Denis a Franç, Renod, e conjurâng  
Da lezel ar Roue, pe ma no' qarterian.

RENOD.

Nehon mernien don qet, Roland, qes spontiq; se;  
Pa meustam qemeret, e teuyo ganeme.

OJER.

Sus eta, Baronet, dinedit d'an assot ;  
Saillomp oll a vagad var ar superb Renod.

ALARD.

Renod, torit e c'houg, me o ped d'ar Roue,  
Rac e clasq; e zifan na goifac'h ho puer.

Renod a dol ar Roue d'an douar. Neuze n'ibien Emon, evit laqat  
ar Roue da beur-araji, en em leqeons da grial diwar boes o fenn,  
evit gervel o Anseignou ; RENOD ! GUICHARD ! MONTOBAN ! MOJIS !  
EGREMONT ! ALARD ! DORDON ! BALANCON ! SANT-NICOLAS !

## IDELON.

Ha c'houi euteur clêvet, Ampereur Charlamagn,  
Pepini ar re-mâ o crial o ansaign ?

## CHARLAMAGN.

Ha me meus Sant Denis a Franç evit anisagn ;  
Rac-se bet courajus, mar qirit Charlamagn.

## NÊM.

Nem sicouomp ingal, pe e colfomp gante.

## FOSSON.

Qementse a zo just, Francisien didalve.

## RICHARD.

Ha c'houi en em denno, Roue demeus a Franç ?  
E c'harsa a renget, daouest d'oc'h aroganç.

## CHARLAMAGN.

En em dennomp, va zud; contragnomp er vech-mâ;  
Diaoulien incarnet, me gred, é ar re-mâ.

RENOD. Ar Francisien a recul.

Ma carjac'h va zicour fidel, va breudeur quer,  
E teuje ar Roue ganemp da hrisonier.

## AR SECRETOUR.

Méulet ra vo Doue ! grêt mat son eus, Otrou,  
Pa ê bet delivret Richard eus ar maro.

## RENOD.

Demp oll da Vontoban, Otrone, m'o supli ;  
Hogen me o teput, c'houi, va c'hender Moji,  
Evit chom var hon lerc'h; rac-se teulit evez  
Gant aon na vemp heuillet gant Baronet Charles,  
Mar fel dê dont d'on heuill, roit prest da c'hout din,  
Ma tistroomp en dro evit o repoussin.

## MOJIS.

Renod, me a zento bepret oua ho comzou.

## 311.

It gant ho tud arroc, ha me a zilerc'ho.

Renod a ya arroc gant e dud, ha Mojis a chom varderc'h.

## MOJIS.

Me n'en dòn qet contant c'hoas evit qement-mâ;

Ret vo dîn essât col pe c'honit ar vech-mâ.

Me voar erfatopenos e vezin en hasard

Da vea qemeret ive evel Richard;

Mes pa ven destumet en prisoniou Charles,

M'êm bo ar ar finesse da zortial ermes.

Evit comanç tenna venjanç a vary va zad,

Me laqey pavillon an Ampereur a blâth,

Ha mar gallân, ouspen, me am bo e vuelt,

Me a ya da c'hoari eun tol subtilite.

Mont a ra da drec'h i gerdep pavillon ar Roue has e lavar deàñ

Éru ê, Charlamagn, an heur hac ar momet,

Ma verzin déch maro va zad, an Duc Beuvet,

A zoufrjoc'h da laza ep sujet na rezon;

Me réy déch ne rôfoc'h pelloc'h nep trahison.

## CHARLAMAGN a gri d'e duds

D'an armou, Baronet ! avancit ho paziou;

Ma n'an deut d'am zicour, certen ez òn maro.

## MOJIS.

Gouscoude, Charlamagn, pa oc'h ger resolu,

Me am eus ho lajet da ober eur remu.

## OLIVE.

Ah ! Mojis, tizet oc'h er vech-mâ en eur pleg ;

Qent ma zeet ac'han e vo torchet ho peg.

Me a gomand déch tout, abeurs an Ampereur,

D'en em string var Mojis, pa enclasq e valeur.

MOJIS en em difen gant couraj hac a lavar :

Ententit, Otrone, mar oc'h eus rezon vad,

N'en deut qet varnòn oll evelse a vagad ;

Mes combatit ouzin unan eus a unan,

An ini'm goneo m'en em rento deàñ.

## Ar C'HENTA CHEVALIER.

C'hoai ne veritit qet nep sort civilite,  
 Pa oc'h eus discaret pavillon ar Roue;  
 Ne lezit qet da zont d'o laza var ar plac;  
 En em rentit dre gaer, marteze o po graç.

MOJIS.

M'en em rento, Olier, gant ar gondicion  
 Ma reet din cavet va bue vit rançon.

OLIER.

Anfin, ni têy moyen da ober oc'h acord.

MOJIS a rent e gleze da Olier, hac a laver;  
 M'en em rent dêch bremâ, Olier, ep esort.

OLIER.

Clevit eta Mojis, pa oc'h va frisonier,  
 Choui a renq touet din en fe a Chevalier  
 Penos n'en deet qet erimes eus ar prison  
 Ep goulen va c'honje ha va fermission.

MOJIS.

Ia da, Olier, me a broinet dêch se,  
 Penos n'en din qet quit ep qemeret conje.

OLIER.

Deut eta d'ar prison, Mojis, var gementse,  
 Me gemozo evidoch êmber sur d'at Roue.

Gaudui a tir Mojis d'ar prison.

## DIAOUZECVE &amp; DIAZO G.

CHARLAMAGN hac e smit a antre.

CHARLAMAGN.

Orsus, va Baronet. Tadou demeas a Franç,  
 Pa velân ac'hanoec'h o terc'hei ho sîtanç,  
 Me laco dêch eun dra zo ebarts em speret,  
 Biscoas bete vremâ n'em boa en lavaret.  
 Anter-cant 'Mons'a zo, fa, gant assudane,

Aboue

Aboue ma possedan ar gurunen a Frans;  
 Rac-se e lavaran eun dra zo guirione,  
 Penos ne dñn pelloc'h er stat da vout Roue.  
 Eul lestr ne al qet dont erfat da abordi  
 Ep sicour ar pilot hac ar verdaidi.  
 Me n'allan qen neubeut bout ive triönsant,  
 Pa na garit rey din sicour fidelamant.  
 Hac én alfer ober a vrassoch' lachete  
 Na renta qelies a afront d'eür Roue  
 Evel zo rentet din ganç Renod ha Moji?  
 Gouscoud e velan e teut d'o menteni.  
 Hogen pa oc'h qement ebars en o c'hoste,  
 Laquit un'an ane em plac evit Roue.  
 Tenna ra e gurunen, faqat a ra anei var eur foteuill, hac e hvar  
 Setu ar gurunen, Tadou demeus a Frans;  
 M'en em discatg anei ebars en ho presanç:  
 Roit-hi da Renod, pe d'an neq a geret;  
 Ne fossedin pelloc'h, p'on en em resovlet.

## ROLAND.

PossUBL ve, va Eont, Roué nobl ha discret,  
 Penos e ve da vad ar pes a leveret?  
 Me o ped humblamant da chanch' ho prôpositou!  
 Ous o clêvet em eus c'hoant da scuilla daerou.  
 Qemerit c'hoas couraj, va Roje, m'o supl!  
 Nebon ni n'em venjo demeus ot'hi entem.

Olier a antte hac a lavar:

Ah! Roué Charlamagn, petra è ar sujet  
 A saqa ac'hanoč'h dá'vea contristet?

## CHARLAMAGN.

Va mignón Olier, setu amâr sujet:  
 Ar pêvar mab Emón o deus va infamet;  
 Ha pa n'am zicourit da zont d'o distruja,  
 Me guita va c'hutun, ha setu-hi amâ.

## OLIER.

Me o ped, Ampereur, ne kanit gir a ze,

Rac ne c'houennomp den Nemedoc'h da Roue.

CHARLAMAGN.

Nan, nan, grêt ê an tol, ne vezin Roue mui,  
Nemedoc'h a renise din Renod pe Moji,  
Da ober aneze ervez va bolonte,  
Rac re a afrontchoù o deus rentet din-me.

OLIER.

Laquit ho curuilen, Sire, me o supli,  
Ha me a rento dêch en ho pouvoar Moji.

CHARLAMAGN.

Ha c'houi vo, Olier, fidel d'o promesse?

OLIER.

Brema soudén vantant c'houi'r goelo, va Roue.  
Sortial a ra, hac ec'h antre qetqent gant Mojis, en eur lavaret dehn.  
Avâncit ho paziou, Mojis, mar plij ganêch,  
Rac ar Roue n'eus c'hoant da laret eun dra dêch.

MOJIS.

Me meus aon, Olier, n'an doc'h eun afronter;  
Trahisset ôn ganêch, me vel bremâ ze scler.

OLIER.

Me ne meus, va mignon, negra dêch prometez  
N'am eus fidélamant jaquet prest en efet.

CHARLAMAGN.

Ah! anchantour Mojis! setu acomplisset  
Eun dra hac am boa sur pel a zo desiret:  
Êru ê an anzer bremâ, majicien,  
Ma rin-me da grouga evel eun andillyen.

Ama e qemer ar Roue e gurunen.

MOJIS.

Me o ped, Charlamagn, lezit ho courdrouzou,  
A zo mad da sponta sur ar vugaligou.  
Evit qement a rit o c'houdrous va c'hougan,  
Me a velo varc'hoas gent sao col Montoban.

CHARLAMAGN.

Ne ri qet, m'en toun, den fal ha cos sorcer,

Rac me rêyo expres ma vi crouget ember.  
Ne oufen davantaj da soufri en bue;  
Me tisqo da ziscar pavillon ar Roue.

**MOJIS.**

Me lar dêc'h franchamant ebars en ber gomzou  
Ne spontân qet terrubl rac ho contadelou;  
Neuze hallo Renod laret gant guirione  
Penos ne credjoc'h qet va hrouga var an de.

**OJER.**

Evit breimâ Mojis a parlant gant rézon:  
Mar be crouget fenos hor bo confusion;  
Neuze e lavaro Renod hac e vreudeur.  
Penos hor be aon bras raq-e, va Ampereur,  
Ha n'or be qet credeit crouga Mojis en de;  
Lezit-an qen a vo var arc'hoas ar beure.

**CHARLAMAGN.**

Ah! Ojer, tromplet och dont da zonjal penos  
E vec'h sur da zerc'hel Mojis amâ fenos.

**OJER.**

Mar car prometi chom, ni gredo ancàn.

**CHARLAMAGN.**

Nan, nan, biq'en james ne fiàn mui ennàn.  
Rac-se, va Baronet, òn en em resolvet  
Da nonpas debri tam qen a vezo crouget.

**MOJIS.**

Pa è ret din meravel, va distruijt en de,  
Ma vo deus a eun nos astennet va bue.

**CHARLAMAGN.**

M'o lezo beo fenos, gant eur gondicion  
Ma teufoc'h da fournis evidoc'h cocion.

**MOJIS.**

Ne vo qet cocion, Sire, a vanqo din.

**CHARLAMAGN.**

M'o tisqo da gavet an distera inin.

MOJIS.

Pa deuis d'en em renta déch-u, Prince Olier,  
 C'houi a brometas din en fe a Chevalier  
 E comzjac'h evidon haryo eus ar Roue :  
 Deut da gocioni bremâ evidon-me.

OLIER.

Me er grâye. Mojis, me a bromet déch se :  
 Me a vo cocation evidoch d'ar Roue.

MOJIS.

Roland, ha c'houi Nême, Ojer ha Salomon,  
 C'houi zo oll Otrone deus va chondicion ;  
 Rac-se ta mar i gerit o po ar vadelez  
 Dont da gocioni evidon eun nosvez.

NEM.

Ni a reyo. Mojis, i gant ar gondicion  
 N'an deet-u qet quit ep hor permission.

MOJIS.

En se à Chevalier, me en tou var al lech'u,  
 Penos n'en din qet quit ep lajet adieu déch.

SALOMON.

Evit bremâ, Sire, ni bromet déch hardi  
 Penos e respontomp fenos evit Moji.

CHARLAMAGN.

Evesset pétra rit, me o ped, Otrone ;  
 C'houi deu da angaji och oll vad, ho pue  
 Evit eun dén mechant a veriter crouga ;  
 Rac-se mar da d'e hent, c'houi béo evitâ.

RICHARD A NORMANDI.

Ar gondicionou tra atao ar marchajou :  
 Ar pes zo grêt zo grêt, daoust penos vo an dro.

MOJIS.

Me o ped, Charlamagn, pa ôn cocationet,  
 Grit m'am beso fcos gociele mad, da cocationet.

## CHARLAMAGN.

Penos, ha possubl ve, sorcer fal didalve.  
E ves c'hoas qen hardi dont da choulen gouele?

## MOJIS.

Pa na meus da veva memet eun nosvez muî.  
Me lavar dêch hardi e ranqân reposi.

## CHARLAMAGN.

Me rei dit reposi sur fenos, cos traitour,  
Ebars en eur gouele ha ne vo qet re flour.  
Qerc'hit din prontamant ar chadennou ouarn,  
Ma vezogarotet e dreid hac e zaouarn,  
Ha neuze vo staget amâ ous eur pillier,  
Ma couso deus e za, p'an deus c'hoant da ober.

## GALBRAN.

Me a ya d'o c'herchat ractal, va Impaler;  
Me vo distro amân en neubeut a amzer.  
Mont a ra da gerc'hat ar chadennou; éruout a ra qerc'hac elz.  
Setu amâ. Sire, qerc'het ar chadennou.  
Pa è Mojis sorcer, ar re-mâ en dalcho.

## CHARLAMAGN.

Orsus eta, Mojis, poc'h eus c'hoant'da gousqet,  
Ret è ober moyen mä vezoc'h contantei.  
Me réyo garoti ho corf gant chadennou,  
Hac a vo manifiq dêch-u da lincellyou.  
Ha! cos laer anchantour! daouest dac'h oll arðou,  
Ez òn sur ac'hanout, en dispit da' paro.  
Ret vo, va Baronet, dont da veilla fenos:  
Me n'en din qet ive qen neubeut da repos,  
Ma vezogesseeet an den mechant Moji,  
Ma vo crouget varc'hoas qent evit dijuni.

## MOJIS.

Mé bromet dêch, Charles, dijac ar Brincet-mâa,  
E tijunin varc'hoas en castel Montoban.

## ISAËR.

Nebos me refos'h qet, sorcer fal ha traitour,

Pa ve qement diaoul zo tout ous ho sicour.

Mojis a gomanç da ober e charmou, hac a lavar :

*Manrellon, Goberlon et Chiminalom,*

Ractal ar Roue ha tout a dud a chom cousgat-miq,

**MOJIS.**

PossUBL ve, Belzebut, Mamon ha Belfegor,  
E ve ret d'o mignon col bremâ e enor?

Astarot, Balberit, ha te, Asmôdeus,

Deut oll d'arn asista da vout victorius :

Roit sicour da Vojis da vriza an ouarn

Peini zo laqet var e dreid ha daouarn.

Rac-se ho conjurân en hano Leucatân,

Mar oc'h eus nep pouvoar, da zont d'ain asistân.

Amâ e ra eun tamic efort, hac e tor e chadennou.

Ho ! pot avoalc'h òn ; brizet ar chadennou !

Me rîy zur da Charles ha d'e brincet eun dro.

Qercoulz marc'hât am bo e cass calz vel neubeut ;

Grêt vîn gouscoude laer ; ha pa òn deut òn deut ;

Hac evit peden grac'h ne goe cos forn abet,

Na ne deu a gorf den ar bara reprochet.

Arabat e vane Roue, Princ, na Baron,

Na vint participant tout ebars en tricon.

Qemer a ra curunen ar Roue ha clézeyer an daouzec Tad a Franç.

Bremâ pa meus din-me nombr bras a glezeyer;

Ha curunen Charles, ez àn prest em afer.

Alòn, couraj, Mojis. Ah ! pebes chanjamant !

Cede te curunet ebars en eun instant.

Posta ra argurunen var e ben; tostât a ra d'ar Roue hac e heurtaneùm.

Me ya em rout, Charles, Roue demeus a Franç,

Mes na bretantit qet ober cos ignoranç,

Penos e ven êt quit ep qemeret conje.

Me zo ho servicher; qen a vezogoude.

Teulit ple gousconde na chomfac'h reir cousgat,

Ember pa zifunfec'h evech calz estonet.

Monta ra quit gant ar gûrunen, ar septre, ar c'hiouey, etc.

*TRIZEC VET DIALOG.*

**CHARLAMAGN** *ha tout e dud coursget.*

Ar Roue a zifun da genta, hac e ya d'o c'haout; mes o velet e dud coursget-miq, e hij ané evit tachout d'o zifuni.

**CHARLAMAGN** var le dud :

O Tadou deus a Franç! difunit mar qeret;  
Ma n'en deut d'am zicour ez òn oll revinèt;  
Ha me ous ho qervel, ne zifun c'hoas nicun!  
Sorcer int coulz ha me. Oh! Doué pes fortun!  
Me meus hanaveet goechal eul louzaouen,  
A leverer zo mad da zifuni eun den.

Ar Roue a ya da gerc'hat eur bod linad, hac a dem da arliqa o frak  
d'e dud gant e louzaouen; ma tifunont tout en eur strefia.

NKM.

Eun dra vas e laret pegement eus a c'hoant  
On eus bet da gousqet ebars en un instant!  
Lavarit din, Sire, pelec'h e man Moji.

**CHARLAMAGN.**

Pelech emàn-eta? C'houi renq e renta din.  
Setu amàn, Duc Nêm, penos emar barti;  
Hac e bet qen hardi dà laret adieu din!  
Ma carjac'h va lezel neiseur d'e zistruja,  
Ne voamp qet ifamet er fêcon-ma gantâ.

ROLAND.

Delivret oc'h eus-àn? lavarit din, Ojer.

OJER.

Ne meus qet, m'en toue, en fe a Chevalier.

**CHARLAMAGN.**

N'en em zourciàn qet pelech e achapet;  
C'houi renqo e renta, poc'h eus cocionet.

ROLAND.

Ententit Charlamagn : poc'h eus goelet Moji

O vonet en e ront, a ch' quez coupabl ha ni ;  
 Rac certen ma. carjac'h hor bea difunet,  
 Ni hor bije buan anean arêtet.

Ar Barbet a zell'an telz étais egite.

SALOMON.

Setu grêt gaut Mojis eun tel ar subtilam,  
 Biscoas den ne velas eun alli pancei dèan

NÉM.

Larit din, Salomon, pelec'h ma ho cleze.

SALOMON.

Nac ech ini, Due Ném, laverai din ive ?

RICHARD A NOUANDE.

Me o ped da sonjal en maliç ar sorcer,  
 Rao sotu ês gantân ive hor c'lezeyer.

CHARLAMAGN.

A propos, Otrone, pelec'h ma va c'hurun ?  
 Et eo ive gantân. Ah ! Doue, pes fortun !  
 Evit ar veach-mâ e fel din araji.  
 Pa sonjân en pe c'his omp tretet gant Moji.  
 Choui, Ném, ha c'houi, Richard, Ojer ha Salomon,  
 Pere a zo oll querent da vugale Emon,  
 O teptyti a ran da vont da Vontoban,  
 Da laret da Renod, dilijant ha buan.  
 E rin trêvers gantân eux pemp blaves pe c'houech.  
 Mar ro va c'hurunen hac ho clezeyer dêc'h.

OJER.

Ni reyo ar veach evidoch, hor pêvar :  
 Me gred e rôy Renod eun darn eus hon lavar.  
 Adieu, eta, Sire, gant ho permission  
 Ni ya en ho reget en hor c'homission.

CHARLAMAGN.

Ha ni en em dennomp, va zud, d'or pavillon,  
 Da s'hortos ar respont digant mibien Emon.  
 Sortia a front, hat an deputet a ya da Vontoban.

PÈVARZECVET

*PÉRAREC ET DIALOS.*

AN DEPUTEET a éru e tal Montaban.

SALOMON.

Demp da c'houlen antre, da chout ha ni or bo;  
 Ne on qet hac en vo joaus ouz hor chêlou.  
 Sqei a reont var dor ar Chastel.

GUICHARD, davar ar Chastel:

Petra zo a neve, Otrone, larit din,  
 Nac i've ar sujet demeus ho qevredin?

RICHARD A NORMANDI.

Ni zo messajerienn abéur ar Ampereur,  
 A zo dent da gavet Renod lac e vreudeur.

RENOD, E VREUDEUR HA MORIS.

RENOD.

Otrone jenerus, deut mad sur ra veet.  
 Petra eo ho peach? mat de din permetet.

OYER.

Gout a rit, va-c'hendet, ez bamp deuit o pête  
 Chevalieryen vaillant zo demeus ho ligne;

Rac-se me o suppl' demeus a galon vad.

Da gaout ar vadelez da rei demip hot mendant.

Mes evit ma voefor'h petra e ar sujet,

Ar subtil Moïs-dez'eli deus Itron inflamet.

Goude cocioni evit ar chansard-se.

Diadan boan Hor Buc en presant ar Roue,

En deueus digasset, en recompanç da ze,

Hor c'chiezeyer gantan ha turun ar Roue.

Rac-se eta, Rehod, mat qafit o renta,

E rey an Ampereur brevers ded'h-u bremâ;

Hac evelse e vo terminet car biezal.

Peini zo, siouas, cos da galz da vervel.

En se Chetalier me bromet det'h penos.

Ne glasqân var ar bed ~~neta~~ nemet repos.  
Petra Javarit-u, Mojis, var gementse?

Mojis.

Delivrit dê o zraou ep tam dificulte,  
Ha me ya d'o digas amâ presantamant,  
Dâ c'hout ha ni rento Charles eur vech contant.  
Monta ra d'o cherc'hat; éruouta ra gante, hac e lavar d'an depuiteet;  
Setu hò clezeyer, Chevalieryen amân,  
Ha curunen Charles : deit, roit-hi déan,  
Ha lavarit déan ne voant qet deut ganc  
Nemet evit c'hoari eun tol subtilite.

RICHARD A. NORMANDI.

Assurit Otrone, c'houi za tud oblijant;  
Ma ve c'houi a renise c'hoas demp dragon Roland,  
Neuze, me oc'h assur, ec'h oblijfec'h Charles  
Da zonet da veuli ho prudanç ha furnes.

RENOD.

Mar deus neta a zo lejitim d'ar Roue,  
Ni en delivro déch' ep tam dificulte.

RICHARD.

Me deu d'en em opos da gementse, Renod;  
Mar roit va dragon, e rafoc'h eun dra zod.  
Me meus dre va c'houraj gogeet aneân;  
Rac-se ec'h entepian ber mestre varneân.

SALOMON.

Pa na ro demp Richard an dragon dre zouster,  
Demp gant hor c'burunen ha gant hor c'blezeyer,  
Evit o fresanti d'an, Ampereux Charles.  
Mes mar qirit, Renod, dont ganemp assambles,  
Ni a révoeur peos'h jeneral entreod'h.  
Ha ne vimpt mui en poan na c'houi na ni pelloch'

RENOD.

Me a yafe ganêch' gans pep sort hardisson,  
Ma oufet ne ya qet en pep sort trahison.

NEM.

En fe a Chevalier me a bromet déch se;  
Mar o pe nep ofanç, ni hor bezo ive.

RENOD.

Me o ped, va breudeur, ha c'houi, Mojis fidel,  
Qoit a ma vin absant da zifén va c'hastel.

ALARD.

Renod, mar am sentit n'an det qet oc'h-unan.  
Goel ve déc'h chomp tranquil en castel Montoban.  
Evit mont evelse bete't Roue Charles,  
A zo leun e galon demeus a drompleres.

RICHARD.

Adieu eta, Renod, qen à veët êti  
Or bezo nec'hamant ha calz eus a sourci.

Renod a barti gant an deputéet.

*PEMZEC VET DIALOG.*

CHARLAMAGN qu'yan e-unan :

Na pelec'h ê manet va fêvar messager?  
Mall a meus d'o goeler êsu ebars er gêr.  
Mes me o goel êru pa gomzen anez,  
Ha Renod a velan a zo ive gante.

NEM.

Grêt on eus, Ampereur, brau hor c'homission:  
Bet on eus hor goulen ep contestacion,  
Ha Renod e-unan a zo deut ho pete,  
Da gonferi ganêch var sujet an trete.

CHARLAMAGN.

Dre Sant Denis a Frang! brefamant en touan  
Mar prestantan ober nep sort trete gant'an.

SABOMON.

Ha possubl ve, Sise, ha c'houi eun den qet fut,  
Ho paogêt chom ha ni eul le fos ha parjur!

## CHARLAMAGN.

Sermanit, Salomon, qemant ha mar qeret,  
Me réyo gouscoude ar pez zo em soudet.

## RICHARD A NORMANDI.

N'en dé qet, Ampereur, evit receo astont  
Eo deut ganemp Renod, m'el las dêch, va cont;  
Ha po poa prometet ober gantân trete,  
Me meus-àn aliet da zonet ho pete.

## CHARLAMAGN.

Ne dalse qet e nat'h, pel a zo em boz ch'hoant.  
Da gavet em pouvoar Renod an insolant.

## OIER.

Ententit, Ampereur, me lavar dêch ep fent,  
Mar grit droug da Renod rac ma è deut ganemp,  
Ha Richard, ha Nême, ha Salomon, ha me  
A renonço a gress bramâ d'o Majeste.  
Ni on eus prometet n'en dije nep ofanç;  
Rac-se ni n'em laqay evitan en defanç.

## CHARLAMAGN.

Palatete-mornen ! ma ne fe ganemô  
E ve e sujedet a ve mœst d'eul Rose!  
Èru è an amzer ar veschamâ, Renod,  
Ma verzin dêch maror va niz qer Bertelot,  
Peini a lazjoc'h, infam dre drahison;  
Mes bremâ m'o talc'honda uneipa et prisone.

## RENOD.

Ampereur Charlamagn, mar don dent ho pete,  
Ez eo, m'en assur dêch, dre va libr botong;  
Rac me sönje penos xoach'en em resolvet  
Da ~~pas~~ rasonabli mes ma vel nien doch qes,  
Bertelot a lasis, m'en anqao frashamant;  
Nonpas dre drahison, ~~pas~~ em ch'horf defendant.  
Ha mar deus blenochatia et qeiz hardé seon  
Da zonq d'an aëusi blouéurd sinu hachege qo oit.

Me zo prest da laqat va xhorf en abändan  
Da venteni peros ne ris qet trahison.

CHARLAMAGN.

Trahison agh' eus grêt, sia; m'er menteno.

RENOUD.

Disvarnomp eta se dre efort hon armou.

CHARLAMAGN.

Hac a rayomp, Renod, m'er promet dêch erfati

RENOUD.

Piou a réyo, Sire, ganeñ me ar gombat?

CHARLAMAGN.

Me va-upan, Renod, a gombato ouzoc'h,  
Ha-ne bretantân qet cedi ar plaç ganeoch.

ROLAND.

Sire, me o supli gant pep civilité,

Ma teuet da cedi ganéñ ar gombat-sc.

RENOUD.

Me n'cim ens den refus, deut an nep a garo,  
Me ya da Vontoban da gerc'hat va armou.

CHARLAMAGN.

Piou vo ho cocion qent mach eet d'o hent?

OJER.

Ato ni hor pêvar, dre ma vba deut ganemp.

RENOUD.

Nebon me retorno, n'ch leu lajet en pean.

ROLAND.

Ni a gred se, Renod, rac-se hastit buan.

Sontia a recont

### C'HOUZEZEVET DIALOG.

RENOUD a astre gant a suit hac e lavars  
Ententit, va breudeur, Mojis ha va oll dud,  
Mes qued pa weach-mâ ec'hôîer bete ar busur.  
Entre Roland da mago vezor terminet

Eur bgezel hac a zo pel a zo comancet.  
 Ne oun qet evit guir penos vo'n disparti.  
 Mes ma na retornan, brumblamant m'o supli  
 Da sicour va fried, mignonet, ep dale,  
 Hac er memes amzer soignit va bugale.

RICHARD.

Renod, na gomzit qet ebars'en termen-se:  
 Ni a yelo doc'h heul, pa gorfemp hor bue.  
 Mar det da gombati ous ar superb Roland,  
 Ni a yelo ive ganec'h-u prontamant,  
 Ha neuze ni velo hac én vo observet.  
 Ho cuir dêch pen-da-ben evel ma è gleet.

RENOD.

Me o ped, va breudeur, ne deut qet d'ar mèle,  
 Ia da viana nemet afer am be.  
 Me a ya gouscoude d'am asinacion.

GUICHARD.

Ni yél prest var ho lerc'h rac na ve trahison.

*SEITECVET DIALOG.*

CHARLAMAGN hac e suit a l'autre.

CHARLAMAGN.

Éru è an amzer bremk, va niz Roland,  
 Ma yo ret dêch disquel demp ho couraj ardant.  
 Ec'h it da gombati vaillantia Chevalier  
 A zo var ar bed-mâ, ervez a leverer;  
 Mes ar pes a ra din dont da scuilla daerou,  
 M'en deus Renod ar guir ha mie a meus ar gaou.  
 Regret ameus memes o vea consantet  
 Ar gombat entrezoch; maes pa è grêt è grêt.

ROLAND.

Assurit, va eont, c'honi och ens manq' en se,  
 Ober din combati a encraguitiote.

M'am biye clévet se, m'er promet dêch erfat  
 Ne gonsantjen james gant Renod ar gombat,  
 Rac Doue a zo just, Renod zo courajus,  
 Ha rac-se e tlefe bea victorius.

Mes bolonte Doue ra vo grêt em andret :  
 Ret ê accomplissa ar pes zo lavaret.  
 P'on en em resolvet, ne rôan eaz abet ;  
 Pa varvfen var ar plaç me n'em bo qeuz abet.

### CHARLAMAGN.

Me o ped, va Doue, Mestr an ên, an douar,  
 Da rêy ar c'hraç d'am niz, da gavet ar victoar!  
 Rac-se etz, Roland, it hardi vat al his, supli!  
 Ni a rêy hor possabl da ober dêch justiç.

Roland ha Renod a autre en lix.

### RENOD.

Ousua etz, Roland, mar, doch den a galon,  
 Deut-u d'en em aprou ous Renod, mab Emon.  
 Pel zo ho poa desir da ober qementse :  
 Ret ê dêch contanti bremâ ho polonte.

### ROLAND.

Ia, Renod, desir ameus a bell amzer  
 Da chout hac én zo guir ar pes a leverer ;  
 Rac c'houi oc'h eus ar bxud comunament pel goz,  
 Da vont vaillanta den a exerc. an armou.  
 Ne dalfe qet e mac'h, joa vras zo em c'halon,  
 Pa ê n'em bresantet din an occasion  
 Da gaout al liberte d'en em aprou euzoc'h ;  
 Ma na euzoc'h ho stat, nebon m'en disqo deochu.

### RENOD.

Lesit ho courdrouzou, Reland, me o supli,  
 Ha en em béparation mac'h ayomp da jouti,  
 Rac me a meus ar guir ha c'houi oc'h eus ar gaou.

### ROLAND.

Divarnomp etz ze bremâ entre hop daou:

Ha choui à voas bremâ ar ponez demeus va laoc?

RENOD.

Ne vo qet pel, Roland, o pezo recompance!

ROLAND.

Bete vremâ, Renod, et comp en em bêet.

RENOD. Combai a reomt beosed

Achuoimp hot gombat p'on eus-hi comateet.

ROLAND.

O! ententit, Renod, remoubi och coleret!

Setu ni vîr ar poeat da laza hoti sondeet,

Ha biqen ne gasemp ro att qercoult hac-hi os!

Disqennomp, mar qirit, var droad da gombat.

RENOD.

Me heutis oell avis en' gementse, Roland:

Alôn, troad en douar ep' ober compliment.

ROLAND.

P'omp en em' aprouvet érfat gant hon lancou,

Demp bremâ da c'hoati eur batif Mezeyet.

RENOD.

Er fêcon ma qeret me'lioario ouzoch;

Me gred de'h'eus cavet ar pez a' faille droch;

ROLAND.

Alôn etay Renod, fintomp hot c'hoabit;

Coulz es'eachui abfeds vel d'ivat,

Lesomp hot c'hoabit, et hoati emp'c'os cors.

RENOD.

Er fêcon ma qeret j' Roland; j' Roland fong

Obrenia mors; Renod mord Roland et er qâdûq, qâs er'k'ad

er gis-se etreze e vreudeur, hac e javar Renod dean;

Ar vech-mâ, Roland, evit o bêa fier

E teut da Vontoban ganen da prisonier.

ROLAND.

Un en denn a ra eus a zivrac'h Renod, hac et châc etteze ar Roûe.

O! n'en din qet, Renod, me viro ouzoch se;

Hogen me Roûento prisonier d'ar Roûe.

Renod

Renod a achap eus a zivrac'h Roland. An cil Chevalier a ret aneha.

**RENOD.**

Ha c'houi oc'h eus cavet ar veach-mâ ho par ?  
ROLAND.

Biscoas daou evel-domp n'e voe var an douar.  
Hola! trevers, Renod; poent ê demp disquisa.

**RENOD.**

Me voa prest da c'houlen ouzoc'h ar memes tra.  
NEM.

Ah! Roue Charlamagn; c'houi oc'h eus pec'het bras  
Lezet d'en em laza amâ dirac ho faç  
Goella diaou Chevalier zo ebars en bue;  
Eur vech benac e voch regretant eus a ze.

**CHARLAMAGN.**

Me a ya da bedî bremâ va Redemptor,  
Evit ma finissô ar gombat gant enor.  
En em ligat a ra var e zadulin gant e sust, hache lavar  
O Doue, eternel ! c'houi oc'h eus exerçet  
Dre ho cuir, madèles goéachal va reçet;  
Mes bremân o pedan, va Doue, va Chrouer,  
Da zellet a drue ous an daou chevalier!  
Separit anese ebars en eur fêçon  
N'en déverto iñi ané confusion;  
Ha grid dezel bremân, m'o ped, va Redemptor;  
Peur-finissa o daou ar gombat gant enor.

**RICHARD.**

Me lar dêch', va breudeur, e reomp eun dra zod  
En defot n'en deomp prest da zicour Renod.

**ALARD.**

Arabat ê demp c'hoas sôurcial entreze;  
Mar deo Renod fatig, Roland a zo ivé.  
En eun instant e teu qes teyal au amger, qen na veler qazi banne.

**RENOD.**

Pelec'h oc'h-u, Roland? ha possabl ve penos  
E ve get demp quitât hor c'hombat gant an nos?

## ROLAND.

La fe a Chevalier, mar goelàñ-me banne;  
 Rac-se me o supli, mar dê ho polonte,  
 O pet ar vadelez d'am c'hass da Vontoban;  
 Evel pa ven charmet, ne hon pelec'h ez an.

## RENOD.

Me a gar va enor, c'houi a gar oc'h ini;  
 Demp-ta da Vontoban ep camet arêti.

ROLAND. Mont a reout en rout.

Me a vel adare qercoulz ha ma ren qent.  
 Et ê'n devalijen en eun instant d'e hent.

## CHARLAMAGN.

Otrone, avancit em reget d'an assot,  
 Me vel va niz Roland o vonet gant Renod.  
 Demp buan var o lerc'h da zelivra Roland,  
 Rac mar be prisonier me a vo droug-contant.

## GALERAN.

Diveat omp, Sire, rac dija e maint pel;  
 Antreet int bremâ, me gred, en o c'hastel.

## CHARLAMAGN. \*

M'en toue dre va septr ha dre va c'hurunen,  
 Biscoas mar en devoe Renod brassoc'h angen,  
 Evit ho vout casset va niz da Vontoban;  
 Me rîy en diframa cerf en tizan.  
 Alôni, n'êm resolvomp, va zud, ep dale pel,  
 Ma vo assiejet Renod en e gastel:  
 Ia, m'en tou a grenn ôn'en em resolvet  
 Qent quitât ar vro-mân e vo sur distrujet.

## ISAKAR.

Demp da assieji eta castei Renod,  
 Ha neuze pa gerfet ni yelo d'an assot.  
 N'en deus den ac hanomp n'an dê oll resolvet  
 D'o sicour d'en em venj eus oc'h enemiet.

**CHARLAMAGN.**

Transportit va siej en tal ar muraillou,  
 Ha neuze tro var dro savit payillonou;  
 Hac an nep a velfomp ho sortial er mes  
 Ep conscianç ebet ni hor bo e vues.

**OLIER.**

Sire, ni a zento ous ho comandamant.

**CHARLAMAGN.**

Crogit er pavillon eta ep compliment.  
 A propos, Otrone, pelec'h ema Emon?  
 Certen e tle cavet eur goell bunication  
 En defot n'an dê deut adare d'or zicour  
 D'en em venji demeus va brassa adversour.  
 Mar dòn Roue en Franç, ma n'an deu ep dale,  
 Ep respect d'e vleo gris e collo e vue.

**IDELO.**

Mac'h oufe, Ampereur, ho pe ancàn afer,  
 E teufe d'o sicour ep ober nep difer.

**CHARLAMAGN.**

Me ya da reposi; rac-sé, va Baronet,  
 Deut da veilli senos hâ da ober ar get.

**SALOMON.**

Qemerit ho repos, Ampereur puissant,  
 Fenos e vo Renod ec'h antretien Roland.

**TRIVAC' HVEST DIALOG.****Mojis, ountan e-tan:**

Me deu d'o conjuri va idolet evrus,  
 Pluton hac Apolon, ha c'houi, Mercurius,  
 Da laqat tud Charles fenos da reposi,  
 Ma c'hoariün eun tol ervez va fantazi.  
 Me gred'ez int cousset; me ya c'hoas en hazard  
 Da zigas Charlamagn ganén var gein Boyard,

Ha pa velo penos e vo captif ganemp,  
E renqo ober peoc'h en drouc dispit d'e zent.

## RENOD.

Anfin, ret ê lezel ar Roue da repos,  
Ember pa zifuno ni glêvo e bropos.

*U G E N T V E T D I A L O G .*

*Mojis a zifun, a laqa dillat ermit, a bournem  
dre e gambr, hac a lavar ountâ e-unan:*

Evit ar veach-mâ ec'h allân assuri;  
E rîey an Ampereur peoc'h gant va c'hendervi;  
Rac pa meus-ân rentet deze en ho fouvoer;  
Ha ne've qet contant, e renqo en ober.  
Hogen poent ê, Mojis, chanj demeus a gundu,  
Dilezel ar pec'het ha pratiqa'r vertu.  
Rac mervel a ranquer eur vech ha renta cont  
Dirac ar Barner just, neuze vezô ar spont.  
Pa sonjan em speret pegement a grimou,  
Pegen lies a vuny hac eus a valeuryou  
Zo grêt bâlamour dîn en Rouantelez Franç,  
E fraill va ene paour em c'horf gant ar grevanç;  
Rac o tennâ vénjanç eus a vatô va zad,  
Ne on qet pet mil den o'deûs scuillet ho goad,  
Hac ez ôfi responsabl demeus à gementse.  
Penos eta crêdout monêt diñac Doue?  
Adieu d'ar bed tromplus ha d'e vondanite;  
Me va er solitud da servicha Doue,  
Ha n'em bo da zibri nemet gisotù kouzou,  
Ma rin' guir binijen demeus va fec'hejou.  
Adieu, va c'hendervi, Chevalieryen vaillant;  
Pa n'am goëlfoc'h petioc'h e vežot'h regretant.  
Joa dia glac'hâr am eus o ranqout ho quïtât:  
Me ya d'eun hermitach eun tu ebars er c'hoad.  
D'an tol à anter-poi Mojis a zorti da vonez an esmitach.

---

*UNAN-VARNUGENGET DIALOG.***RENOD, E VREUDEUR ha ROLAND.****ALARD.**

Ar veach-mâ, Roland, hon eus eur prisonier,  
 Peini a gredân en deveus ar pouvoer  
 Da ober demp cavet peoc'h gant an Ampereur,  
 Ia, en ber amzer, ep arêti nemeur.

**ROLAND.**

Lavarit dîn piou ê, me o ped, Otrone.

**RENOD.**

Deut da velet, Roland : ha c'houi en anave ?

**ROLAND** a anave ar Roue hac a layar :  
 Meulet ra vo Doue, hac ar Verc'hez Santel.  
 Evit ar veach-mâ hor bo fin d'ar brezel :  
 Lavarit dîn penos oc'h eus-an transportet.

**GUICHARD.**

Me gred ez ê Mojis en deus grêt an torfet.

**ROLAND** a hij ar Roue evit e zifuni, hac a lavar :  
 Avoalc'h oc'h eus cousqet, difunis prontamant ;  
 Deut oc'h da Vontoban coulz hac ho niz Roland :  
 Evidôn d'en heurtia me vel ne zifun qet ;  
 Me lavar franchamant ê gant Mojis charmet.

**RICHARD.**

Ret vo cavet Mojis evit en difuni :  
 Demp d'e gambr d'e gavet, ema o reposi.

**RENOD.**

Lavarit dîn, Fosson, humblamant m'o supli,  
 Ha noc'h eus qet goelet va c'hender quer Moji.

**FOSSON.**

Me lavar dêc'h. Renod, gant calz eus a c'blac'har,  
 Ez omp eus a Vojis e meus aon bras varvar ;

Mar gallan e dizout eur veach er c'hastel,  
 E rey peoc'h gant Renod, pe e renqo mervel.  
 Autre a ra e pavillon ar Roue, hac el laqz var gein Boyard.  
 Evidoc'h da vea qen cousset, Charlamagn,  
 Me reyo dêc'h brêmâ ober sur eur c'hampagn  
 Entreze Montoban da gaste-l-va c'herent  
 Da ober peoc'h gante es droug dispit d'o tent.  
 Transportia ra ar Roue cousset da Vontoban.

### *NONT EC VET. DIALOG.*

*RENOD a antre gant e suit.*

*Mojis.*

Pegement a rofaç'h, larit, ya c'henderyi,  
 D'an nep a rentse dêc'h ho prassa enemi?

*RICHARD.*

Ni ve oblijet dêc'h ha me ha ya breudegr,  
 Ma carfac'h renta demp amâ an Ampereur.

*Mojis.*

Deut ganen, Otrone, me meus eur prisonier  
 A reyo dêc'h ar peoc'h ebars en ber amzer.

Mojis a zisquel déze ar Roue, peini a zo cousset.

*RENOD.*

Mil benediccion dêc'h, va c'hender fidêl,  
 Evit ar veach-maez ens fir dar brezel.

*RICHARD.*

Mach oufen e rafe Charles dificultez  
 Da ober peoc'h ganemp, bremâ m'en etranglfe.

*Mojis.*

Arabat en dese ar Roue nep ofanc,  
 Evitan da vea dindan hor puissanc.  
 Lezit-an da gousget; ember pa zifuno,  
 It neuze ho peyar die gavet var eun dro;  
 Suplit anean da ober peoc'h ganec'h :

Me gred e rëya ze ; rac be en devo nec'h.  
Me a ya dà repos, bremâ, va c'hendervi ;  
Pa meus grêt va afer, bremâ òn disourci.

GUICHARD.

Qemerit ho repos, m'o ped, va c'hender quer :  
C'houi a zo hon recour ebars en pep afer.

RENOO.

Orsus n'em gonferomp assambles, va breudeur,  
En pe gis e tresomp bremâ an Ampereur ;  
Me voar erfat penos en deus bet exercet  
A bep sort crueldet ebars en hon andret ;  
Mes ret è respecti auean gouscoude  
Dre ma zeo hon Ottou ha lejitim Roue.

RICHARD.

Me meus roet en bref, Renod, va c'honfetanç.  
Penos e tle bça staget ous eur potanç ;  
Rac en a araje en defot va c'hrôuga ;  
Me ra ofr da ober deân ar mëmes tra.  
Rac mor be Charlamagn eur vêach distrujet,  
Neuze ve evit mad ar brezel finisset ;  
Rac n'en deus den en Franc gen du deus a c'chinou,  
A gement a gretfe yepji deus e varo.

ALARD.

Ar c'hontrol cremp, Richard, a meus aon zo facil,  
Ebars en afer se ne gomzit quer habil ;  
Rac ma vemp quer mechant distruja hon Roue,  
Bigen ne vanqfe demp brezel hed hor buc.  
Neuze p'cm revoltfe en hon enep an oll,  
Hac e vemp reputet iud obstinet ha foll.

GUICHARD.

Me ro dêc'h eun avis a zo mad, va breudeur,  
Mar goelomp ne yo quer en sonj an Ampereur  
Da ober p'coch ganemp ebars en nep lêcon,  
Et'h alleomp aréti ancan et prison,

Rac var dro anter-nos emeus-àn bet clèvet  
 O vonet eus e gambr sioula m'ani deus gallet;  
 Guisquet en eur fêçon n'allan qet assutin'  
 Evel ous eun bermit pe ous eur pelerin :  
 Me meus bet eur c'hoant bras da rei dêch da c'bout;  
 Hogen dre eur maleur e voac'h cousqet oll tout.

GUICHARD.

Allas ! va c'hender quer, dilezet omp ganêch ;  
 Ar vech-mâ e varfomp gant qeuz ha glac'har dêc'h.  
 Petra a rôyomp-nî p'on eus collet Moji ;  
 A voa hon esperanç hac hor brassa apui ?

RICHARD.

Ah ! Roue deloyal, obstinent hac impi !  
 Choui' an ini zo cos m'oh eus collet Moji ;  
 Hogen peneverte coll va reputacion,  
 Me droch'fe ho clopen ep tam compassion.

ROLAND.

Eul lachete horrubl ha reprochabl meurbet  
 Ez è laza eun den péini zo'cousqet.  
 Apézit ho canvou, me o' ped, Otrone ;  
 Me a rôy o'c'h acord en qicheniar Roue.

Digeri à sér ar ridojou hat e tisunet ar Roue.

CHARLAMAGN.

Orsus pe me a meus vision pe ure,  
 Pe otrament[e] meus an cil hac egile ,  
 Seblantout a ra dia p'en etn gonsideran ,  
 Penos e mon amâ en castel Monteban..  
 Ah ! diaoul incarnet ! Mojis , eos anchantour ,  
 Digasset ôn ganet en creis va adversour :  
 Mes mar dion Ampereuri ha Roue curuget ,  
 Birvijen ne kân peoc'h qen a vezì crouget.

RICHARD a dosta d'ar Roue gant e glezenoaz, hac a lavar :  
 Penos, zem exetrabl ! hat ez o'c'h genn hardi !  
 Ha choui em hor pouyoar donest d'or menaci !

Coulz

Coulz é ober ouzoch' abréé vel diveat ;  
N'or bo qet pèsch' anes, me a vel ze eisfas.

## RENOD.

Hola! me gomand déch', d'en em delc'hel, Richard;  
Re bront oc'h a speret eun neubeut, cos pandard.  
Evit bout ar Roue ebars en hor pouvoer,  
Ez é ret gouscoude en tréti gant douçter.

*Renod en em dél d'aa dzoulia dirac ar Roue, haé a farruz  
C'hoas ho pedan eur vech hamblamant, Ampereur,  
D'on receo en ho traç ha me ha va breudeur,  
Ha me a bromet déch' dirac ho niz Roland  
E vimp en peb amzer déch'-u éboissant.*

## CHARLAMAGN.

Ha c'houi a sonj, Renod, rac ma on en ho ti,  
E rìn-me netra tout control d'am fantazi ?  
Birviqen né ran peoch' ganêch' en eur gir ber,  
Nemedoc'h a rentfe Mojis din em pouvoer.

## RENOD.

Lavaret am eus déch', n'en dé qet a vremàn,  
Birviqen déch' Mojis evit peoch' ne renthan.  
Ouspen ze, Ampeteur : en fe a Chevalier,  
Ne medi mui Mojis ebars en hor pouvoer.

## ROLAND.

Balamour da Zoue, m'o ped, va Ampereur,  
Da receo en ho traç Renod hac e vreudeur;  
Rac Renod a barlant en termén resonabl :  
Grit gante eur peoch' mad, ze a zo sotetabl.

## CHARLAMAGN.

Roland, grêt é an tol ; ma ha renter Moji,  
Birviqen ne ran peoch', pa ve ret din erévi.

## RENOD.

Arça ta, Charlamagn, pa n'an dé qet d'o crat  
Ober peoch' ganemp-ni etis ho polonte vad,  
It pa blijo ganêch' da gavet oc'h armes.

Passaj libr o pèzo gant pep sort surete;  
 Rac n'en domp qet tud a gement a garfe  
 Contraign den da ober control d'e volonte.

RICHARD.

Ra vezi confontet, glouçon fal hac impi,  
 Mar lezes da vont quit hor brassa enemi;  
 Mach alse hon tizout dindan e buissanc,  
 Et rafe or c'hrouga buan ous eur potanc.

RENOD.

En droug dispit da peg ez êyo quit, Richard,  
 Me laqay e gundai expres var gein Boyard.

RICHARD.

Qen a voa ar vech-mâ ne vouien qet, Renod,  
 E vijêch bet eun den quer couard ha quer sot,  
 Pa lezit da vont quit hon enemi mortel,  
 A garfe qent eun heur hon laqat da vîvel.  
 Ia; ar mechant-se zo eur Roue ingrat,  
 Pini a rent bepret an drouc elec'h ar vad;  
 Ha birviȝen pelloch déch'ne oboissan,  
 En defot n'am lezit d'en em venj aneàn.

Sortial a ra en eur goler an derropla.

CHARLAMAGN.

Me gred ê coleret Richard balamour din.

RENOD.

Nebon ni roy deàn amzer da zifachin.  
 Avancit, Ecuier, ha na vet qet couard:  
 Qunduit ar Roue var gein va march Boyard,  
 Ha rentit aneàn er pen eus e arme,  
 Gant respect hac enor ha pep sort surete.  
 Bremâ, Sire, m'o ped, pignit var gein Boyard,  
 Ma heet quit ep noas, en dispit da Richard.

AN ECUIER.

Otrou an Duc Renod, en fe a Chevalier,  
 Me oboissq déch'gbars en ber amzer.

## RENOD.

It i've assambles, Roland, gant oc'h cont.

ROLAND.

Gant ho conje, Renod, me zo contentant da vont.

RENOD.

Pa noch eus qet a c'hoant da ober peoc'h ganemp,  
N'en dê qet eun drô just penos ho contraignfemp.  
Gouscoude eur vech-all mar am be avantaj,  
Me a heuillo va guir, pa greufen var ar place.

CHARLAMAGN.

Adieu eta, Renod, gant eur galon royal :

Bremâ me vel ez och eur Chevalier loyal.

Ar Roué, Roland hac an Ecuier a batit.

*UNAN-VARNUGENTVET DIALOG.*

SUIT AR ROUE.

OLIER.

Confusion è demp, Princet ha' Baronet,

Bea sur ar Roue diganemp anlevet !

Rac mar dê gant Mojis rentet en Montoban,

Ech allomp credi ferm ez è grêt aneân.

SALOMON.

Mes me vel ar Roué êru var gein Boyat ;

Non penos è lêzet dà zont quit gant Richard.

O velet ar Rôte och antre, e lavar deau,

Joa-vras hon eus, Sire, pa o qodlomp air,

Rac, tallas ! och labсанç a rê demp meltoni.

Kâvarit, penos è éruct qement-màn ?

CHARLAMAGN.

Gazet voan gant Mojis da gastek Montoban,

En esper e teujen d'ober peoc'h gant Renod ;

Hogen en qementse en thevoaneur sonj set ;

Rac am a renonsfe d'ar gurunen royal.

Qent biqen ma rafen acord gant an dud fal.

**ROLAND.**

Ar vech-mâ, va cont, ôn contraign da laret  
Perus ez och eun den pervers hac obstinet,  
Pa na rit och acord gant bugale Emon.  
Biscoas den ne velis eus a gerçoulz salon  
Evel ma è Renod, gout a rit erfas se,  
Hac en deus hon treiet gant pep civiliue.

**CHARLAMAGN.**

Hola ! va Baronet, me ra ourzoc'h defanç  
N'o po da gomz a ze dayantaj em frezanç  
Qen a vo disirujet Renod hac e vreudeur;  
Ne vânqin qet da ze, en fe a Ampereur.  
Retornit var ho qis pa gerfoc'h, Ecuier,  
Ha layarit d'o mestre ez qis e zervicher.

**AN ECUIER.**

Adieu eta, Sire, ha déch' oll, Otrone ;  
Gant ho permission me gemer va c'honje.  
An Ecuier a berti, Emon a étu, hac en em presant d'ar Rose.

**EMON.**

Salud déch' humblamant, Ampereur puissant,  
Me zo deut d'o caver expres dilijamant,  
Da c'hout hac en a zo finisset an debat  
Oc'h eus pévarzec yloas zo gant va fêvr mab.

**CHARLAMAGN.**

Bet assur, Due Emon, dirac an Tadou a Frans,  
M'en em glem ac'hampc'h demeus a neglijanç.  
En defor noch leus qet daic'het ho promesse  
D'am ziconr d'en em venj demeus ho pugale.

**EMON.**

Gout a rit Ampereur, ez è aun dra choquant  
Dont da acus eun d'ez hac a zo incçant.  
Me voaq m'enn acquider qant em c'homissier;  
Gousconde em blamac'h idemaus a drabinon.

E clévet qementise gant rëson e fachis,  
Hac etal va fited ractal en em dethis.

## CHARLEMAGN.

Ret è dec'h pardoni an amzer dreñenet ;  
Mes bremā, Duc Emon, è rançit ep caqet  
Rêy din oc'h asistanç da zont da zistrujant  
Ho pêvar mab impî ha castel Montoban.  
En em renta rançohit ép dale a dra zur,  
Rac manqout a rey d'ê demeus a nouritur.  
Rac-se è comandant mab viñt anvionet,  
Ha dre se me gomand ma viñt ampechent  
En droite dispit d'o dent d'an tren na sortia,  
Ma varvfont gant fatin pe sur en em renta.

## EMON.

Pel a zo e meus décl prohietel, va Rose,  
Penos ne espernjen jamez va bugale,  
Ne brometis netra n'ant eus efectuet ;  
Rac-se calz a dud' sup o deus va zamallet,  
Ha lavaret peito e voar vad diañtut,  
Dont da bessecuti va fevar chrouadur ;  
Mes p'am eus grêt serrante ebars en ho presanç,  
Me zalc'hô moal'd'au git, pa ve din dismégatig.

## CHARLAMAGN.

C'houï ranço, Duc Emon, exerç an anjinou ;  
Laquit ente mein bras da fresa'r vuraillou,  
Evit d'êr voyen-se ma vo d'o mibien rec  
Donet d'en em renta pe vervel hep remet.

## EMON.

Oh ! Dôte ! Ampereur possibl ve gouscoude  
E rafec'h din dispen castel va bugale ?  
Gout a rit coulz flâne è eun dra d'êist-natur  
Din-me perseccuti va fevar chrouadur,  
Hac evit phijout décl, me a meus exercez  
Ar brassa cruellet ebars en o andrez.

Comandit da eun all ober an anjinou,  
 Pa oc'h n'em rezolvet da zisca'r vuraillon;  
 Ne rit qet dîn bea eun tad qen inhumen,  
 Da vea ar brassa adversour d'am mibieu.  
 Me deuse joaussoc'h an anter d'o cavet  
 Penevert ma rit dîu e qement ma hellet.  
 Dont da bersecuti qed terrubl va mibien,  
 Calz evit na rô goechal assus ar bourevien.

## CHARLAMAGN.

Laquit eves, Emon, na dorfaç'h ho sermant;  
 Ma na rit, va lavar e vezoc'h regretant:  
 Grit prest' an anjiou, pa ê comandet deoc'h,  
 Ma na rit me velo petra ober ouzoch.

## EMON.

Sire, me rôyo ze evit senti onzoch,  
 Gouscoude e cavân n'en dê qet a propos.

## CHARLAMAGN.

Alôn, va Baronet, demp oll da zisquizan,  
 Da zonjal en pe his distruja Montoban.

Ama en em laquer da brepari an anjinou.

## DAOU-VARNUGENTVET DIALOG.

RENOD a antre gant e suit hac a lavar:  
 Allas! me lavar déch gant glac'har, va breudeur,  
 Biscoas ne éruas ganemp brassoc'h maleur  
 Evel zo éruet o vont collet Moji;  
 Ennes or preserve bepret eus an anui.  
 Ar gêch-mâ e vo ret, ervez a zeblant dîn,  
 Dem-ni en em renta, pe mervel gant famin.  
 Rac aq'pez am glac'har, n'on eus qet a vetaill;  
 Neuze tud ar Roue zo endro d'ar vuraill,  
 Oc'h ampech ac hanomp da reeo nouritur;  
 Ret vo eta mervel gant famin a dra zur,

## RICHARD.

Ma carjac'h va c'hredi, hac an drase zo sur,  
 N'or bijemp qet bremâ eur seurt displijadur.  
 M'o pije va lezet, m'em boa lamet er mes  
 Bremâ ar bresel-mâ, o tistruja Charles.  
 Guelit pegement ê Charlamagn den ingrat,  
 Ha penos e rent demp an droug evit ar vad !  
 Goude'r bea treter gant peb civilite,  
 E clasq bremâ an tu da gavet hor buë.

## RENOD.

Me voar erfat, Richard, penos ez òn manqet;  
 Ar regret zo varlerch : ar pez zo grêt zo grêt.  
 Mar am be eur vech all avantaj var Charles,  
 Me en tou zur erfat n'en espernin james.

## CLERA.

Allas ! divêat oc'h da zont d'en em damal ;  
 Mar doc'h bremâ manqet, bet faroch eur vechalt ;  
 Hogen, me o supli, deut da zeliberi ;  
 En pe gis or bo boued vit en emzoulaji ;  
 Setu ni gant famin qen terrubl dismantet,  
 M'on eus poan seulamant o tonet da gerzec ;  
 Darn sur a zo maro gant défot nourtitur ;  
 Omân ê, va Doue ! ar chanç, an avautur !  
 Evidôn-me ive ha va inocantet,  
 A ranço perissa ma na vemp soulajet.  
 Mar on eus bet goechal er bed prosperite,  
 E soufromp calz bremâ eus a adverseite.

## EMONET.

Penos, va zadiq qèz ! possabl ve gouscoude  
 E ranqfemp gant famin finissa hor buë !  
 Rac setu ni var yun dijal con de antier,  
 Ha goassochi, siens dempi, aboneus qet a esper  
 Pe a gousci da genta i ec'h ballom p'cavet boqed,  
 Da gretz hor vîhalon, zo terrubl fatiges.

Rapna ra va e'halen gant an dristidigez,  
En defot ne allan sicour va famill gèz.

ALARD.

Me vel erfat es omp dalc'het tost ar vech-mâ :  
Ret è en em zicour bête'n heur divea.  
Rac-sé, mar am zenut, a réyomp eun toul dôn  
Da antéri ar re zo maro gant an naon;  
Rac c'hoeg an dud waro zo quer cre er c'hastel.  
Zo capabl da laqat eun den yac'h da vervel,  
Ha pa omp gouscoude dre valeur faminet,  
E stefemp diwoada ha salla hon ronseet  
Ha debri anezec, p'on eus nécessite :  
Ret è ca em zicour da asten hor buc.

GUICHARD.

Anfin, va breur Alard, evit ar vech-mâ  
Ne allas get miset da zont doc'h admira :  
Pa voamp prest da goea oll en disesperanç,  
Och eua hor c'hensolet certen dre ho prudang.

RICHARD.

Me a aprou ive ar pes a leveret.  
Sod vemp mervel gant naon hac espern hon ronseet.  
Gour a rit eur proverb peini zo commun :  
E ve poan oc'h ober da eur galen yac'h yan,  
Me zo prest da genta da zivogañ da marc'h,  
Me zébroù diounta leis va ch'fet suravoalc'h.  
Ret vo demp avichou digeri ar porziou,  
Da ataqi Charles en e hamilonou ;  
Consigne oop ar vech-mâ da venst d'ar vataill,  
Da c'hoaz ha ni alle ar rap, darn e betail.

RENOD.

Va braudeup jeeenus, me ontugaresc'go  
En kroisava oll glaicher c'heui ro din calzaiges  
En em nopolwompi oll da lasa hon ronseet,

Evit ma o debrfomp, rac me vel ez é ret.

*TRI-VARNUGENTVET DIALOG.*

**CHARLAMAGN** *hac e suit a antre.*

**CHARLAMAGN.**

Orsus eta, Emon, ha grêt an anjinou,  
Ma vezo da Renod ranverset e douriou ?  
Birviqen ne allân en em rejouissa,  
Qen a vo cur veach razet ar c'hastel-mâ.

**EMON.**

Ah ! possubl ve, Sire, e vec'h-u qer cruel  
Comandi da eun tad distruja e vugel ?  
Me voar erfat penos o deus oc'h ofancet ;  
Hogen, va Ampereur, c'houi oc'h eus pardonet  
Tud qer coupabl hac int en alies féçon ,  
Ha p'e n'em rentent déc'h e roech dê pardon ;  
Hac ar re-mâ a zo prosternet me voar se  
Evit goulen pardon digant ho Majeste ,  
Hac e velân ez oc'h qer cri en o andret  
Da refus dê pardon p'o deus-àn goulenet.  
Me voar erfat e meus bet o forbanisek ;  
Mes evit qementse , va mibien int bepret.  
Hac evel eur c'hi clân n'em depren gant araj  
Qent ma soufren ober dese re a outrach.

**CHARLAMAGN.**

Emon.... na gomazis qet eus a ze davantaj ;  
Ous o clêvet e fel din monet en araj.  
Rac Renod a lazas wa niz propr em palez .  
Me renong d'am c'hurun ma n'am bë e vnez.

**OJER.**

Ra vezô mittiget ar momant hac an heur  
Ma tisensas Renod desmeus Richard e vitez

Da drêc'hi ho couzoug pa voac'h en Montoban ;  
 Ne vijec'h qet bremâ o courdrous aneàn.  
 Rac me a vel erfat ez oc'h eun den ingrat,  
 Pa rentit da Renod an drouc évit ar vad.

CHARLAMAGN a zaill gaut furor var e gleze, hac a lavar :  
 Silanç, va Baronet, mar dê me a gomand !  
 An nep ne zento qet ous va c'homandamant,  
 Me en toue a grenn, dre va fe a Roue,  
 Me a droc'ho e benn deàn gant va c'heze.

## NÊM.

N'en em dransportût qet, me o ped, va Roue,  
 Ni zo oll preparet da heuill ho polonte.

## CHARLAMAGN.

Alòn eta, Emon, qerc'hit an anjinou.

## EMON.

Sire, mar dê ret dîn, me o represanto.  
 Deut ganén, Galeran, da zicour o cherc'hat.

## GALERAN.

Me a yélo ganêc'h ep ober tam marc'hat.

Mont a reont da gerc'hat an anjinou bac ec'h éruont qerqent.

## GAERAN.

Setu aman, Sire, qerc'het an anjinou ;  
 Pa gerfoc'h comandi, ni a deuy d'o aprou.

## CHARLAMAGN.

Bremâ eta, Emon, laquit mein en anjin ;  
 Hogen me o supli da viza duont dîn ,  
 Da ziscar an dourel a zo var ar c'hastel ;  
 Ma ve onnes d'an traon, ne rezistfe qet pell.

## EMON.

Pa è ret dîn-me sur, me a ya da gomanç

Ober eun'accion a zo dîn dismeganoù

Me ar miserapla a g'ement zo er bed ,

Pa ranqân distruja neb a meus anjandret.

Sicourit, Galeran, laqat mein en anjin ,

**Ma comancimp lança, pa è comandet din.**

**GALERAN.**

Alon-ta, comancomp dispen castel Renod ;  
Eun neubeud er c'havàn re obstinet ha sod,  
Rac pa vo discaret e gastel varnea,  
Pe dre gaer pe dre ag e renqo n'em renta.

Comanç a reont da deli mein. Galeran a lavar e  
Evit an tol qenta ennes a zo êt mat ;  
Mar qendalc'homp, e vo Montoban prest a blat ;  
Rac me a gléo ar mein er c'hastel o qœa :  
Sotis a ra Renod na deu d'en em renta.

**CHARLAMAGN.**

Emon ha Galeran, m'o ped cuntünuet  
Da deuler mein bepret var an enemiet,  
Ha ni deuy d'o cavet ep areti nêmeur,  
Da chout hac én n'cmi rent Renod hac e vreudeür.

Ar Roue hac e suit a zorti.

**GALERAN.**

Tolomp var Montoban mein bras hac alies,  
Hac e vimp mignonet d'an Impalaer Charles.

**EMON.**

Ia-da ; pa è tet d'am mibien perissa,  
Ne lezomp davantach anê da langissa.

Lança reout mein var ar c'hastel goassoc'h evit bisoas.

### **PÈVAR-VARNUGENTVET DIALOG.**

**RENOD HAC E VREUDEUR.**

**RENOD.**

Recourit ho pue, mignonet, nep a ell,  
Rac evit ar vech-mâ e coe tour ar c'hastel.  
Ah ! Roue Charlamagn ! calon dinaturet,  
Maleur ebars en heur ma meus da espernet !  
Rac, goude da dreti gant peb civilite,  
Et rez demp dre famin êchui hor bue.

**EMON** à gomz ous Galeran.

Ne arz mui va c'halon ous o ferseuté :  
Ne glèvan et c'hastel nemet fors, nemet cri.  
Avoatc'h eus a zomaj o dens bet recevet :  
Lézomp-int eun neubent en o faciantet!

Chom à reont eur pennad tranquil. Renod zo bennet enne zaeron.

**RENOD.**

Consolit ac'hanomp, me o ped, va Doue !  
Nemet an eil maleur n'on eus var egile.  
Oh ! cruel Charlamagn ! speret cri ha malin,  
Da furor a rá Demp mervel gant ar famin.  
Me vel oc'h resolvet d'on laza, den cruel !  
Ha gant oc'h anjinou da ziscar va c'hastel.  
Gant famin ha pép tra omp qer persecutet,  
Ne on e pe gôste dileout trei va spérer.

**ALARD.**

Me a lavaro déch' ebars en langaj ber,  
Petra on eus-ni tout er vech-mâ da ober :  
C'holi c'heus comandet Demp laza hon ronceet,  
Nemet ar marc'h Boyard epqen ne zeus chomet,  
Rac-se eta, Renod, ep contestacion,  
Divoadit Demp ho marc'h da grénvat hor c'halon.

**RENOD.**

Evit va marc'h Boyard ne zivoadin qet c'hoas,  
Pa dilemp gant famin mervel tour var ar plâc.

**EMONET.**

Allas ! va zadiq paour ! possubl ve alafin  
E lesfac'h ac'hanomp da vervel gant famin !  
Delivrit Demp ho marc'h, ma vezò divoadet,  
Da asten hor bue hita ha ma vo gallet.

**GUICHARS.**

Impossubl ê, allas ! e résistac'h q'ent sur  
O clévet ar c'hlémou demers ho c'houadus ?  
Ma na garit buan delivra Demp ho marc'h,

E varfomp gant famin ar vech-mâ surayoalc'h.

RENOD.

O va march' quer Boyard ! contraignon ar vech-mâ  
En dispit d'am c'halon da zonet das laza !

Gant an oll ê dija da varo concluet :

Deut eta d'am zicour , ma vezò divoadet,

Mont a recont da Voyard : ober a ra jestou tristi meutbet ; sellet a  
ra ous e vestr , e zaoulagad beuret en e zaerou ; pdqat a ra da Renod  
hac en em strinq d'an daoulin dirazan . Renod , fraillet e galon gant  
ar glac'har , a renil daerou a voad , hac a laver gant incres :

Allas ! marc'h courajus ! nech eus qet a afer  
Da ober dîn goela : finissa a renquer.

Mes me a vel an dour o tont ès taoulagad ! ..

Né beiissi qet c'hoas , mèr promet dit erfat.

RICHARD.

Ha possabl vé , Renod , n'o pe mui a egard

En andret ho pried eget demeus Boyard ,

Hac e lest da verval pried ha bugale

Evit dont da lezel eur c'hoas marc'h en bue !

RENOD.

O pet paciantet , m'o ped , a galon vad :

Me ya var gein Boyard evit cavet va zad ,

Da bedi aneàn evel e grouadur

Da rei demp c'hoas eun dra demeus a nouritur.

CLERA.

It eta , va fried , ha na zaleit qet ,

Pe e vezimp maro abars ma tistroset.

### *PEMP-VARNUGENTVET DIALOG.*

EMON , ountân e-unan :

O Doue , pes fortua ! pes c'hanç ! pes ayantur

Zo fruet ganêc'h , va fêvar c'hrouadur ?

C'hoai ze Chevalierien courajus , ha disparu ,

Ha gement a gafet bremâ , kar an douari ,

Mes daouest d'o couraj, e velân gouscoude  
E ranqit dre vizer finissa ho pue.

Da Renod, peini a êru pignet Var Boyatd.

Piou oude, Chevalier, a zo qercoulz montet?

RENOD.

Allas! ho mab Renod, nep oc'h eus anjandret.

EMON.

Pera res-te amâ d'ar choulz-ma deus an nos?

RENOD.

Va zad, ne allomp qen gant ar famin repos;  
Rac-se o supliâ, balamour da Zoue.

Mar be ho madelez, da gaout ouzomp true.

Roit Demp eun tam boued vit en em substantiâ,

Pe ez oomp oll condragn da verval gant famin.

EMON.

Bet assur, va mab quer, true am eus ouzoch,

Mes evit qemekitse n'on petra rafsen deoc'h;

Gout a rit coulz ha me em eus ho panisset:

Rei dêch nep asistanç nien dê qet permetet.

Mac'h onfe ar Roue penos oc'h espernsen,

E rafe ep dale trêchi din-me va fenn.

RENOD.

Va zad, me o supli, na sönjit qet en ze:

N'en deus den er bed-mâ a gement o plamfe

Evit rey asistanç d'o pévar c'hrouadur

A araj gant famin-en-defot nouritur.

EMON.

Renod, ne fel qet din bea parjur james:

Me zalc'ho ar sermant a meus grêt da Charles;

Né roin nétra dêch, dre ma meus touet se:

Gouscoude, va mab quer, mo ro dêch liberte

Da vont d'am pavillon, hac eno qemekitse

Betañ, qig ha batz, gement hac a gesjet.

## RENOD.

Ah ! tad carantezus, debonner ha benin !  
 Me o trugarecâ var bennou va daoulin :  
 Ne vouijach' birviqen donet d'on asista  
 Gant qement a ezom evel hon eus bremâ.  
 Me ya d'o pavillon gant ho conje, va zad.

## EMON.

It eta hardimant, m'er permet déch', va mab.

Renod a ya d'ar gêr gant e bourvision. Emon a lavar da Ojer  
 Clévit, va niz Ojer, me lavar déch' penos  
 Ne meus paciantet na ne allan repos :  
 Rannet ê va c'halon gant an displijadur  
 Pa ne allan qet rîey d'am mibien nouritur.  
 Clévet e meus laret e varvont gant famin,  
 Allas ! hac an dra-se a ra calz a boan din.  
 Rac-se imajinit, pa oc'h prudant ha fûr,  
 Penos ec'h alfen me rîey dese nouritur.

## OJER.

Va eont qer Emon, me a roy déch' consaill :  
 Pa oc'h dre c'hraç Doue sur demeus a vetaill,  
 Mar gra mui ar Roue déch' tenna varnezé,  
 Me meus bremâ souden sonjet eur finesse :  
 Laqit qig ha bara ebars en anjinou  
 Ebars elec'h ar vein ; den abet n'er gouezo,  
 Ha teulet dé neuze liessa ma elfet ;  
 Ebars er fêçon-ze e vezint sustantet.

## EMON.

Va niz prudent Ojer, ho conseil à zo'mat ;  
 Oblijet n'em gavân sur d'o trugarecât.  
 Mar comand ar Roue exerc' ae anjinou,  
 Grit ofr, me o supli, da zicour ac'hauon,  
 Ha ni a rey moyen d' renta peadra,  
 Da asten o bue eur mis da viana.

Amâ ec'h éra ar Roue.

## CHARLAMAGN.

Orsus ne velân qet e ve nep mancion  
E teufe d'en em renta c'hoas ho mibien , Emon.  
EMON.

Nê qet abalamont ma int va bugale  
E teuân da laret amâ déc'h, va Roue,  
Qent ma en em rento ini deus va mibien ,  
E teuint da zebri ar c'big var o esqern,  
Pa velont ac'hanoch , Sire , qent obstinet  
Evite da c'houlen pardon , n'o c'hlêvit qet.  
En em resolvet int , a ze oc'h assuran ,  
D'en em debri én beo qet vit en em fentan.

## CHARLAMAGN.

Rac-se pa ê , Emon , ho mibien quer rebel ,  
Laquit mein en anjin da ziscar ar c'bastel.

## OJER.

Alòn , Emon , laqomp mein ebars en anjin .  
Pa ê quer sat Renod da c'horto e revin ,  
Ha me o sicouro da ziscar Montoban ;  
Ret vo sur en ober eur vech var a velân.  
En em dennit , Sire , ha c'houi oll , Baronêt ,  
Rac ma chomsec'h amâ , marteze vec'h blesset.

## CHARLAMAGN.

Ojer ha c'houi , Emon , razit incontinant  
Castel caer Montoban bete ar fondamant.

## EMON.

Sire , ni a zento ous ho comandamant ,  
Hac a accomplisso darn eus ho santimant.

Ar Roue hat e dud a terrî; ne chom nemet Emon has Ojer.

## OJER.

Ret è temp , va cont , laqat prest en efet  
Ar pes a voi'r gentaou entrecomp concluet.

## EMON.

Leqcomp prontamant en anjinou bara,

M'en

M'en devo joa Renod pa zeuyo d'en tanva,  
Ha goude qementse ni a laqayo qig.

OYER.

Moc'h entent, va eont, mes comzit' goustadic:  
Tell a reont bœud er c'haestel gant an anjionou  
EMON.

Bremâ p'on eus rentent d'am mibien peadra  
Da veva eur pennad, ne chomomp qen amâ.

CHARLAMAGN a autre gent e suis hac à lavir,  
Penos? ne velan qet e teu c'hoas da rentan  
Renod hac e vreudeur din castel Montoban!

IDELON.

Tromplet oc'h pen da ben, mor'h assur, va Roue,  
Mar sonjit e ra drouc Emon d'e vugale;  
Rac elec'h laqat mein ebars em anjionou  
Da ziscar da Rendd ous traon e vuraillou  
En deus laqet enne calz a gig ha base,  
Peadra ar vech-mâ d'en em rasasia.

CHARLAMAGN.

Ra vezin confontet, afronter ancien,  
Mar dê guir qementse ma na golli da bents

EMON.

Ampereur Charlamagn, me Bromet déch' erfat  
N'en em exezin qet er pes ma vin coupab.  
An dour zo naturel dean dont da c'hebya,  
An èc'h da vea yen hac an tan da doma;  
Dre ze ec'h entenan penos è naturel  
Da eun tad resonabl da garet e zugel.  
An natur ne all qet birviqen fasia.  
Rac-se me lavar déch' dirac ar Brincet-mâ:  
Hac e ven dispenhet eh beo qig ha croc'hen,  
Birviqen davantach neutrâ droug d'am mibien,

CHARLAMAGN.

Den excommuniquer ! afronter ! cos traitour !

Peneveriddut em boa venjet va adversour.  
Hogen, me en toué, mar dòn Roue en Franç,  
Ma na iàù dit mervel gant pep sort violauç.

## NÈM.

Sire, me lavar dèch amâ dirac ho faç  
Penos ne oufac'h qet cavet nep avantaj  
Evit d'erc'hel Emon pelloch en ho servicht.  
Va zensit : güt deàn mont d'ar gêt var e c'his.  
Sansibl è da Emon, oll ech ouzomp erfat,  
Anduji e varvfe gañt naon e bêvar mab,  
Ha bout deàn moyen da zicour aneze :  
Na Doue na den fut nîr blamo evit se.

## CHARLAMAGN.

It, afronter Emog, da vit ho creg d'ar gêt,  
Ha lavarit dezi ez oc'h ep heritier ;  
Rac me esper Doue a vo dìn favorab ,  
A rîy dîq en em venj demeus ho pêvar mab.

## EMON.

Sire, pa gomandit, me ya deus ho presanç.  
Rac-se o suplian, c'houi Tadou deus a Franç,  
Da zont, mar plij ganêc'h, da usa a drue  
En andret va mibien , zo demeus ho ligne.

## ROLAND.

Conseill ven da zispen an anjinou buan ;  
Peneverte or boa qemeret Montoban ;  
Rac-se n'em retiomp eun neubeut, Ampereur,  
Da c'horto n'em rento Renod hac e vteudeur.

*C'HOUEC'H-VARNUGENTVET DIALOG.*

## RENOD HAC E VTEUDEUR.

## RICHARD.

O Doue, pes domaj è demp-ni, va breudeur,  
Ma zê quîtê hon tad arme an Ampereur !

Rac assur pa alle bepret or zicoure ;  
Ha bremâ non eus den en deus ouzomp true.

RICHARD.

Me lavar dêch', Renod, eun dra zo güir avoalc'h.  
Ma na girit en bref delivra den p ho march',  
E rançomp oll mervel gant an arajamaut,  
Goell ve demp mervel prest evit bœut langissant.

RENOD.

Ha possubl ve, va breur Richard, e vec'h qet cri.  
Da gomandi laza va Boyard vit debri,  
Ha bea alies, gout a rit toulz ha me,  
Gantân dêch' ha din-me recouret hor buc !  
Mar dê ret e varse, humblamant o pedan',  
Va Jezit da vervel gant famin da gentan',  
Ha pa vezin maro, grit dean a geret;  
Rac qeit ha ma vin beo certen ne varvo qet.

ALARD.

Ma noc'h eus qet true ouzomp, da viana  
Ó pet ous ho pried peini zo amâ,  
Hac ho pugale baour, a varvo gant famin;  
Ret vo en em renta d'ar Roue alafin.

GUICHARD.

Penos ? en em renta da gnuella Rôue  
A zo var ar bed-mâ ! birviqen ne rân ze.  
Clerc, he bugale hac Alard a templ Richard a zonten ar Briace.

CUBRA; qâzi maro, a lavar  
Allas ! va fried qêz, mervel rân var ar plac.

AN DAOU VOGEL gant eur voéz febl;

Ha ni a ra-ive.... non eus mui a gourach....

RENOD.

Ho comzou zo sansibl; n'allao mui resista :  
Demp'reta daz getc'hat Boyard da zivoada.  
Mont a reont da gâouit Boyard, peint a m dê c'hoas jestou trueuz,  
Allast march' courajus t'goude da servich mad.

È ranqân ober dit bremâ scuilla da vuad !  
 Dque voar ar glac'har am eus och ober ze !  
 Hogen, contraignet omp da recour hor bue.  
 Mont a ra evit laza Boyard, hac en em arêt da zellet quinâ ;  
 Ar glac'har a ra dêa lavarat :

Birviqen sur n'em bo ar gourach d'e laza :  
 C'hoas e vevo Boyard, ha pa greufsen amâ.

ALARD.

C'houi zo trioc'h, Renod, evit eul leopard,  
 P'on lezit da vêrvel evit esperi Boyard.

RENOD.

Orsus me meus sonjet eun dra hac a zo mad :  
 Ret vo goada Boyard ebars en e vorzat,  
 Ha jaqât ar goad-se neuze da buredi,  
 Ha neuze ec'h alseomp, va zdud, dont d'e zebri.

CLERA.

Qementse a rêy demp calz a zoulajamant ;  
 Rac-se eta, goadit Boyard moderamant.

GUICHARD. Amâ e voader Boyarda

Demp bremâ ta da gass ar goad da buredi ;  
 Me garfe e ve poas ; mal am eus da zebri.

RENOD.

Dre Brovidanç Doue, setu demp ar vech-mâ,  
 Hep laza va Boyard, peadra da yeva.  
 Demp ate da velet hac en a losqo goad ,  
 Ma nezo pasedet ; terrubl et chevotmp mad.

Mont a reot c'hoas d'q wada ; mes ne zorthesta. Renod a lavat  
 Petra refomp, va zdud ? cma ê an anui !  
 Evit toulla Boyard, nez re hanach goad mui ;  
 Prest ê qercoulz han ni, da verval gant famin ;  
 Perissa rangomp oll ar vech-mâ alafin.

ECUYER RENOD.

Eun dra vras ê goeler e varysemp eveleu,  
 Ha ne sonjse ini ac hanomp er vexon monstreux.  
 È pe c'hoas ec'h alseomp moac' quibui er mads

Demeus à Vontoban, ep ec'h ouſe Charles.

GODEFROA.

A propos, Orléans, pt deu din-me memoar,  
Me voar p'fleciq'z' eſſ eur c'habarn en douar,  
Zo an noi uneān emis var ar c'hastel;  
Mar q'romoq' mont ennān hon rento a'chann pel.

RENOD.

O blévet q'mentise e meus joa em c'halon.  
Mac'h allomp thont ac han e yēsomp da Dordon.  
Ma vemp eur vech er gēr me zifise Charles  
Gant e oll bussang d'on outraji james.  
Me ya da vit Boyard, mac'h ayomp ep arêt  
Da c'houit ha wi gavo ar c'habaro a feret.  
Men h'ra da vit Boyard, hac le laval q'la  
Couraj, va marc'h Boyard! quiaomp Montoban;  
Rac nemet paquente n'on eus p'elloch' leuān.  
Pigna ra var gein Boyard, hac q'lavat  
Demp oll eta, va zud, da glossq' ar c'habarn-ze,  
Da c'houit ha ni allo c'hoas cavet liberté.

Sortial a réom tout eus ar c'hastel die na toul-coaché.

SEIZY ARNUGENTYET. DIALOGO.

CHARLAMAGN ha e suit a andre.

CHARLAMAGN.

Disesperi a ran a gren ar veach-man,  
En defot non eus fin demeus à Vontoban;  
Evit bout famiqet p'vare mal Eron,  
Me sonje pel a zo e voant maro gant naop;  
Hac evit q'mentise n'int quer en em renier;  
Peta lavam-i-u, Princez ha Baronet.  
AN EIL CHEVALIER.

Ampereur Charlamaga gant guir och assutān  
Penos n'en deus den bed en castel Montoban.

Pe int a zo êt quit, pe int a zo maro,  
Ne velân den ebet o vale var e dro.

**AR CHENTA CHEVALLER.**

Selaouit ac'hanòn, Sire, mar plij ganêch,  
Rac eur c'héiou trist bras am eus da laret dêch:  
Noc'h eus qet c'hoas a fin eus a vibien Emon,  
Rac moc'h assur erfat ez int êt da Dordon.  
Grêt o deus ar voyen da gavej eus s'havarn,  
Ha neuze quer suptil ha ma ve cul louarn,  
Ez int en em dennet demeus a Vontoban;  
Setu ar recompanç on eus demeus hot poan.

**CHARLAMAGN:**

Evit ar veach-mâ e peur-arajân crenn,  
Pa glèvàn n'en don qet mestr d'amadversourien.  
Na dalfe qet douti, an dud fall louidic  
A-deu da c'hoari din eun dro diaboliq,  
Pa int êt quer subtil ermes a Vontoban.  
Mes me a ya d'o c'hasq partout dre ar bed-màn,  
Qenta ma o c'havin me o assiejo.  
Q'en tost qen a renfond dont da soufr ar maro.  
Demp oll eta, va zud, da glasq mibien Emon,  
Da c'hout hac int a zo antreet en Dordon.

**NÈM.**

Ni a zento ouzoch', Sire, evel rezon.  
Hac a yêlo ganêch hep bea tam poltron.

**EIZ-VARENUGENTYET DIALOG.**

'RENOD a antre gant e suit hac a lavar;  
En em rejoissomp bremâ a vir galon.  
Pa omp éru bremâ en castel caer Dordon.  
Mar boamp prest da verval ebars e Montoban,  
Bremâ ni a ell zur en em rassasiàn.

## ALARD.

A drugare Doue, va C'hrouer biniget;  
 È chanchet hor c'hanvou ebais en joaustet.  
 N'en deus tud er bed-mâ, ervez a zeblant dîn,  
 O deus bet qelies eus a amzer ha ni:  
 Bet on eus da genta joa hac adversité,  
 Bet memes alies en danjer hor bue,  
 Ha goude qementise omp bet c'hoas trionsfant  
 Var ar Roue Charles, superb ha sufisant.  
 Neuze voemp faminet en castel Montoban,  
 Ma voamp prest da vervel gant dienez ha poan;  
 Ha bremâ adare omp rentet en eur stat,  
 A drugare Doue, m'en em gavomp eifat.

## GUICHARD.

Mach oufe Charlamagn e vemp-ni ni en Dordon,  
 Dre ma en deus ouzomp quer bras ambicion,  
 È rafe dilijanç da zonet d'ar vro-mâ,  
 Demeus e oll bouvoar da glasq hon distruja.  
 Me gaïfe, m'en toue, e ve qen hardi ze,  
 Me verzfe deàn zur e opiniatrete.

## AR SECRETOUR.

C'houi a lavar eun dra hac a zo guisionez  
 Èru ê evit sur Charles gant e arme  
 Tout expres da Dordon evit hon distruja;  
 Rac-se n'em bëparomp da rezista ountâ.

## RICHARD.

O clêvet qementise ez on rejouisset.  
 Ar vech-mâ e vo sur ar brezel finisset;  
 Rac mar tizomp Charles c'hoas en hor puissanc,  
 È vo ret e grouga huel ous eur potanç.

## RENOD.

Couraj eta, va zud, demp d'en em bëpari  
 Ha qoeomp varneze evel var ar bleizi.  
 Bezièt oll courajus, dreist pep tra o pedân,

Ma tistrujſom ep manq hon adversour brassan.

AN TRI VREUR.

Ni oboissò dêch beten heur diyez.

Ne recomp get a gaz pa ranqfemp perissa.

### *No PARNUGENT ET DIALOG.*

**CHARLAMAON hac e suit a autre.**

**CHARLAMAGN.**

Setu ni, va zud quer, éru dirac Dordon;

Rad-se me lavar dêch va resolucion,

E telefemp cass bremâ secret ambassadeur,

Da chout hacieñ zo'r gêt Renod hac e vreudeur.

**SALOMON.**

No pet douetanc ebet a ze, va Empereur,

Emedi en Dordon Renod hac e vreudeur,

Rac me a gieo mèmes ar pors o tigeti,

C'hoant o deus, m'en assur, da obet eut zouti.

**CHARLAMAGN.**

Alon, en em renjomp, va zud, prest ep arêt;

Ar vech-mâ emeus aon e vezimp suprenet.

Amb e c'hoant un trompillon, Renod, en peau e armé, a sorti  
eus e gaſtel, hac en em bresant dirac ar Roue.

**RENOD.**

Salud dêch, Charlamagn, Princez ha Baronet.

Eun dra vras e laret e vec'h qeu ifrontet

Da zout da di hon tad evit hon ataqi;

Me gred oc'h eus gîes demp avoalch eus a anoi.

Ni a voa faminet ganêch en Montoban,

Ma voinp prest da verval gant naon, bras ha bian,

Ha pa omp deut amâ ez oc'h deut c'hoas d'on heul.

Hogen, me en toue, e clasqit ho maleur;

Mar gallan ho tizout eus vech c'hoas em pouvoer,

Me rey ho tiframa entre pêvaz garlîces.

**CHARLAMAGN.**

## CHARLAMAGN.

Renod, grêt ê an tol; n'en dòn qet eur flater;  
 Biqen entre vevin ne roàn déch quartier.  
 Ret ê din o cavet en beo pe en maro,  
 Da grouga ho preudeur ha c'houi a zruillajou.

RICHARD.

Na ziscouromp pelloch, Otrone, p'o pedan,  
 Ni zo n'em aprouvet, n'en dê qet a vremàn:  
 Em reqet, va breudeur, lâgit dir en avel;  
 Ret ê ar vech-mâ pe trec'hel pe vervel.

ROLAND.

Ar vech-mâ, Francisien, e vo ret demp disqoe  
 Ha ni on eus eun dra a jenerosite  
 Da gombati vaillant ar pêvar mab Emon.

FOSSON.

Nebon ni royo déch labour leis ho calon.

An diou arme en em gombat.

## CHARLAMAGN.

Dre mä omp surprenet, n'or bo nep avantaj;  
 En em dennoch, va zud, pe e soufisomp domaj.  
 Ar Francisien en em zoveia. Renod a zalc'h a dost Richard a  
 Normandi, peini a zo chomet varlerc'h.

RENOD.

C'houi a deuyo ganén, Richard a Normandi;  
 Ret ê déch n'em renta ep pellac'h diferi.

## RICHARD A NORMANDI.

Renod, m'en em rent déch evel ho prisonier.  
 Ep differi pelloch; contraign on d'en ober.

RENOD.

Credit ferm ya c'hender, penos e meus despet.  
 Rac mopeus bet ar c'hanc da zont d'o qemeret.

RICHARD.

Ia, rac a vech-mâ e renqit sur ha certan.  
 Ober damp caout ar psoch pe e colfoc'h ho gen.

## RICHARD A NORMANDI.

Mar och sus nep debat gant ar Roue a Franç,  
Ne dleit qet varnōa vomissa ho venjanç!  
Dreist pep tra balamour ma ôn deus ho ligné;  
O pe mez ma rafac'h din-me coll va bue.

## RENOD.

Richard, ne roān fors pelloc'h eus a ligne:  
Ma na rit d'emp cavet ar peoch'gant ar Roue,  
Me laqay o crouga ember ons eur potanç,  
Ep cavet nep respect evit ar Roue Franç.

## ALARD.

P'otramant, mar qirit renonç d'an Ampereur  
Hac en em unissa gapen ha va brudeur,  
E vezoc'h hor mignon hac o pezo quartier:  
Ma na rit an dra-se e perisfoch ember.

## RICHARD A NORMANDI.

Pa ve tes din, Renod, mervel abars eun heur,  
Biqen ne renonçan assur d'an Ampereur;  
Hogen me o supli, roit din eur messager,  
Da vont beter Roue deus va farjiculier.

## RICHARD.

Hac o pô, va c'hender, an fini a gerfek.

## RICHARD A NORMANDI.

Me o ped, Secretout, da vonet em reget  
Bete an Ampereur hac an Tadou a Franç,  
Ha lavarit dere gant pep sort reveranç  
M'ar ma en ho feuvoir donet d'am delivra,  
P'otramant ar c'hontrol ober din perissa;  
Ma na geront ober peoch' gant mibien Emon,  
E vin croüget ember en o c'honfusion.  
Clêvet och ens dija prononci va setanç,  
Evit bea crouget ember oue eur potanç,  
Ma na gag Charlagnapezi e araj,  
Ha donet da receo mibien Emon en geac.

Setu, va mignon quer, petra oc'h eus da laret;  
Digassit din respont buatuna ma elset.

## AR SECRETOUR.

Duc nobl ha puissant Richard a Normandi,  
Pa è ho madelez donet d'am depuis ;  
Me en em aquito gant peb fidelite  
Eus ho comission, berit sur eus a ze.  
Me laro d'ar Roue ha d'an Tadou a Franc  
E tepochant dioute bremâ ho telivranç.  
Me a ya da vout ractal em c'hevredi.

## RICHARD A NORMANDI.

It eta, va mignon, bastit, me a supli.

*Soriat a recont*

## TRÉGONTVET DIALOG.

CHARLAMAGN hac e sult à ahtre.

## CHARLAMAGN.

Bea meus, Otaone, glaç'har ha melconi,  
Rac ma è qemeret Richard a Normandi.

## OSIR.

Certen, va Amperetur, me meus adn. em. c'halon  
Na vezd distrujet gant bugale Emon.

## SECRETOUR Richard a Normandi.

Salud dêch, Amperetur, Princet ha Baronet.  
Me zo deut ho pete vit eun afer bresset,  
A beara ho mignon bras Richard a Normandi,  
A zo bremâ entre daouara oc'h enemai.  
Lavaret en deus din evit conclusion  
Ma na garsit ober peoc'h gant mibien Emon ;  
È savet ar potauç evit en distruja ;  
Rac-se sonjat ka c'houï oc'h eus true ouanté.  
Dêch-u, Tadou a Franc, n'em recommand ive.  
Mar oc'h eas e nep gés evitan amicie,  
Grit moyenn ma vo grêt peoc'h gant mibien Emon,

Pe' vo crouget ember ep' nep remission.

CHARLAMAGN.

Lavarit, Secretour, deus va feurs da Renod,  
Diouz ma labouro e rēy eun afer zod.  
Ma na bardon Renod hac ive e vreudeur  
Richard a Normandi, int sur eus o maleur.  
Hogen ne gredān qet e vent sur qen hardi  
Da ofanci Richard nā dont d'en outraji.

AR SECRETOUR.

Me lar déch', Ampereur, Princet ha Baronet.  
Mar bevit et zonj-se, certen ez oc'h tromplet :  
Ma na bardonit qet Renod hac e vreudeur,  
E vo crouget Richard certen abars eun heur.

NEM.

Balamour da Zoue me o ped, Ampereur,  
Da receo en ho craç Renod hac e vreudeur,  
Ha na lest qet crouga Richard hor c'homppagnon ;  
Qementse a ve demp mez ha confusion.

CHARLAMAGN.

Ne voar qet prest da ze, credit ferm, Otrone :  
Ne gretse qet Renod en treti er gis-se.

ROLAND.

Ne voar qet prest da ze, Sire, a leveret !  
Hogen me lavar déch' disflat ha digaqet  
Ma na deu qet Renod da zistruja Richard,  
E zeo sur eut poltron, eul lach hac eut c'houard.  
Hac e sonjit penos Renod ho respete,  
Ha c'houi incessamant o clasq' caout e vue ?  
Me yoar erfat peños e mens bet eun amzer  
Ma voa Renod ha me enemiet mortel ;  
Mes evit ar vech-mâ me a eneo erfat  
Penos ez eo eun den hac a zo résonabl ;  
Ha ma ven en e blaç, m'el lavar déch' hardi ;  
Me zistruffe Richard ep' dont d'o respecti.

## AR SECRETOUR.

Roit din eur respont, mar be ho madelez,  
Evit cass da Richard, rac an amzer a bres.

## CHARLAMAGN.

Lavarit da Richard demeus va fers, herot,  
Ne ràn qet a istim a c'hourdrouzou Renod :  
Ha larit da Renod ive pareillamant  
Mar gra droug da Richard e vezo regretant.

## AR SECRETOUR.

Pa na meus goell respont, me ya da vont em zro,  
Sir, goab a réy Renod o clèvet ho comzou.  
Adieu déch', Ampereur, Princet ha Baronet ;  
Doue d'o conservo en peoc'h hac en yes'het.

## CHARLAMAGN.

Demp d'en em brépari da ober eur zorti,  
Ma vezo delivret Richard a Normandi.

## UNAN-HA-TRÉGONTVET DIALOG.

RENOD *hac e suit.*

RICHARD A NORMANDI, *chadennet.*

RICHARD.

Richard a Normandi, bremâ ni a velo  
Hac ho mignon Charles bremâ o sicouro.  
Rac mar gra peoc'h ganemp evit ho telivra,  
Ec'h alfomp credi ferm ez oc'h caret gantâ,  
Eru ar messajer da zigas demp respont.

Dar Secretour, peinf a antres  
Delivret vo Richard ? sentit rôson din pront.

AR SECRETOUR.

Ne allan qet miret da zont da scuill daerou,  
Pa deuân da zonjal recità eur c'hêlou  
A meus da aneng déch', Richard a Normandi,

Deus abeurs Charlamagn an den cruel ha cri.  
 Ne dòn qet bet fayet da remontri deau  
 Penos e voat êru er poent d'o tistrujàn,  
 Hac en er supliêc'h da zonet da zonjal  
 Ebars ho servichou a vrenjan ha goéchâl,  
 Hac en er supliêc'h eus a greis ho calou  
 D'ober en ho recet pêec'h gant mibien Emon.  
 Mes elec'h va zonjan ha réy din va mennut,  
 Ez è neuze soudeu comancet d'am goapât.  
 Neuze en deus laret fieramant Charles  
 È chentente penos ec'h ajet var ar poez,  
 Hac anfin ho cave den imprudant ha sot,  
 Mar grajac'h nep istim a c'hourdrouzou Renod.  
 Déc'h u, Otrou Renod, e ra i've defanç  
 N'o po qet da ober da Richard insolang,  
 Dindan boan da vea evit biqén jamez  
 Eun enemi mortel d'an Ampereur Charles.  
 Setu va c'hevredi ebars en ber gomzou :  
 Glac'haret ôn da réy déc'h-u qet trist qêlou.

## RENOD.

Ne rân mui a istim demeus e c'hourdrouzou.  
 Eget a rafen sur etts à fanq va bouthou ;  
 Rac ep douja Charles hac an Tadou a Franc,  
 Me a réy o staga, Richard, ous sur potanç,  
 Ia, da viana, ma na renoncit qet  
 D'ar Roue Charlamagn ha d'e oll sujedet.

## RICHARD A NORMANDI.

Pa rafec'h din mervel dre'r maro cruellan,  
 Bitvigen d'am Roue, m'en tou, nè renonçan.  
 Doue hac an nature a rafen ouzinzé t  
 Rac-se grit diouzin ervez ho polônte.

## ALARD.

Pa oc'h qen obstinet, Richard a Normandi,  
 Evit difon pluri horf hâssa édequ,

N'em disposit buan da zonet d'ar potanç,  
Evit ma voch crouget : noet ê ho setanç.

RICHARD.

Qementise a verit, epqen a zermioniu.

A ôn eta, Richard, pe sur ni ho treine.

Richard hac Alard a avang etreze ar potanç gant Richard a Normandi.

### *DAOU-HA-TREGONTVET DIALOG.*

CHARLAMAGN *hac e suit.*

CHARLAMAGN,

Va Frincest, va oll-dud, me o ped avancet,  
Ma têyqmp eus esce var hon enemiet,  
Vit sachquç idelivra Richard a Normandi,  
Zo tizet gant Renod, va brassa enemi.

ISAKAR.

Me meus son, va Roue, e vimp sur te c'houard  
Evit sonjal donet da zelivra Richard.  
Bremâ ez ô mare p'etramant var ar poent  
Da vea distrujet e mesq e oll gerant.  
Me vel var ar vursill è sayet ar potanç  
Evit crouga Richard ; ac vo demp dismeganç.

CHARLAMAGN.

Ervez ma parlantit, noc'h epsqet a brudanç,  
Credi e ve Richard stages ouz eur potanç.

GALERAN.

Evidoc'hru a zo eur Roue obstinet,  
Lezel crouga Richard, ruan hor maignonet,  
Ha bout en ho pouvoat donet d'en aghlyre!  
Setu-an var ar sqeyl... Ha c'houi a gred bremâ?  
Sqeyl mac a ini a zo en dro deân,  
Da c'heat piou laveze a grongo ancân.

RICHARD A NORMANDI, pigast en sqeyl, a loye,  
Ah ! Roue Charlamagn ! possibl ye gouecouda

CHARLAMAGN.

Goude bea mil goech exposet va bue  
 Vit souten var ho pen ar gurunen a Franç,  
 E lesfach va c'hrouga bremâ ous eur potanç!  
 Possubl ve, Duc a Nêm, Roland hac Olier,  
 Galeran, Isakar, Salomon hac Ojer,  
 Ha me deus ho ligne, ho jeneracion,  
 E lesfach va c'hrouga en ho confusion!  
 Contraign òn da verval pa òn abandonet:  
 Va maro gouscoude a vo dêch reprochet.  
 Ha pa na ve epqen nemet ar gouliou  
 A meus ebars em c'horf en calz a andrejou,  
 A meus bet recevet evidoc'h en arme,  
 A grio noch enep venjanç dirac Doue.  
 Adieu, Roue a Franç, ha dêch oll, Baronet,  
 Eur veach gouscoude o pezo din regret:  
 Biqen an Normandi noch anzao da Roue,  
 Pa' lest crouga e Zuc dre eur guir lachete.  
 C'houi vel breinâ exempl, Tadou demeus a Franç,  
 Pegement a zaler hac eus a recompanç  
 A zo e servicha Charles an den impi.  
 Goude bea rentet servich mat en e di!

## OJER.

Me reget eus an èa mil boan ha mil maleut  
 D'an nep a zalc'ho mui parti an Ampereur;  
 Rac evit at vech-mâ ec'h allomp Navaret  
 Penos e rent an drouc elec'h ar vad bepret,  
 Pa lèz dont da grouga Richard hor c'hotapagnon,  
 Zo èun den jenerus hac a gondicion,  
 Hac en deus alies exposet e vue  
 Evit dont da rental servich d'e Vajeste.  
 Qercoulz e rafec'h demp ma vemp-ni en danjer;  
 Rac-se me dou bremâ, en fe a Chevalier,  
 Birviqen va c'hlaze ne rent servich dêch mui;  
 Pa leait distruja Richard a Normandi.

## CHARLAMAGN.

## CHARLAMAGN.

Ne mōn qet ac'hanoch'en poan, cos etoutdi ;  
Qeneubeut ho cleze na demens e imi.

## NÉM.

Ar vech-mā, Ampereür, on contraign da laret  
Penos ez oc'h eun den cruel hac obstinet,  
Pa lezit distruja Richárd a Normandi,  
Ha refus pardoni Renod, oc'h enemi,  
Pini en deus ar guir ha c'houi oc'h eus ar gaou.  
Me lar dēc'h franchamant ebars en ber gomzou :  
Hoc'h obstinacion, ho malic, ho venjanç,  
A zo cos da varo a gant mil den en Franc.  
Rac-se e laràn dēc'h, ep ober couardis,  
Birviqen davantach ne rentan dēc'h servich,  
Pa na zellivrit qet Richard hor c'homppagnon,  
Hac anfin obér peoc'h gant bugale Emon.

## CHARLAMAGN.

Possubl ve, Duc a Ném, ne vêch qen va mignon ;  
C'houi pizzi garien eus a greis va c'halon !

## SALOMON.

Ne zeus tam mignontaj ebars en qementse :  
Rac ne ajissit qet evel eur guir Rose,  
Pa deuit da renta an droug elec'h ar vad ;  
N'en doc'h qet eur guir den, mes qent-se éanringrat,  
Qercoutz hon lesfec'h-ni evel Richard en bet'h,  
Rac-se biqen james na tentan servich dēc'h,  
Pa lezit distruja Richard a Normandi :  
Clasquit migasonet all; n'en dōn mui oc'h im.

## OSER.

Setu ni, Otrone, a eul lavar hon tri :  
Ne allomp servicha peiloc'h eun dōn qer éri.

## ROLAND.

Me ne bretantan qet mui eget ar re-all,  
Chom peiloc'h en servich eur Roue déloya.

Hac eun den obatinet cyci may è emàn :  
 Lucifer a zo sur o senz apèan,  
 Pa è qen caleget en e omnipotenz,  
 Ar vech-mâ ez è crenn èt ermes a réson.  
 Ha seplyni a tèomp o toret d'ez pedi  
 Da zonc da zeliyra Richard a Normandi,  
 Seulvui deus a valio a laqa d'oz refusa,  
 Hor servich fideli-ni en fane le orgouillou  
 Arça ta, Olier, deus gauemp assambles,  
 Ma yoefomp ch'pas eur uss peska lato Charles.

## CHARLAMAGN.

Possabl ye, Ottone, pepo, e vec'h ger sed  
 Sonjal e ve Richard dischuyer gant Renod ?

## Olivier.

Caer oc'h eus, Charlamagn, d'oz abusi,  
 Re'on eus an auctor heuilliez ho sagazie,  
 Ma carjemp pel a zo bont deos d'o tilezel,  
 O pije gant Renod finisset ar bresel ;  
 Mes evit ar vech-mâ omp n'ez resolvet crenn,  
 Da renonç d'o servich de japes birviqen,  
 Pa na zeliuit demp abara en hon reget,  
 Richard a Normandi, unan hor mignonet,  
 Discarit, Ottone, ar pavillon a blaz et a bleu,  
 Conz è demp partia abred nel divers,  
 Rac me gred e rausse hor obalon gant grevang  
 Ma velfomp diatruja Richard eus cur posauç.

## Quer.

Me ya da barzia; dugz az nep a gergia  
 Qeuz en devo Charles pa yimp èt en hon tre.

## CHARLAMAGN.

Penpo, ye Barones, hac es oc'h que laobez  
 Evit qen distret tra de guizat ho Roue !

## NAME.

Me lat déchadien, Sir, i po oc'h qen obatinet

Grit bremâ eus hê pênn hac a dreus hæt a hæt.

**CHARLEMAGN.** Ais monserrysquit.

M'en toue dre va copier, va c'harauien royal,  
Abouëma ôn gançs ha deauvar en deauar,  
N'em boa het qement all deneus a nechamant  
Evel a meus bremâ ebais en heur bresant,  
Pa ôn abandonet gent va brassa Princez,  
O deauon eus eun dea ha ne c'hoasveo qet.

**ISAMAN.**

Entenit, Empereur, dija int éru pel;  
Ma roit dê o mennat, ez ê poent o gervel;  
Dre ma int coleret e poursuivont o hent;  
Credit e valeont ha nonpas évit sent.

**CHARLEMAGN.**

Ah ! Rote Charlemagn ! emâ êt vîlcomi,  
Pa rêt dñs obé pêoc'h en érottig disphâ d'au fri.  
Bremâ ôn côntraignet, p'istrâmant eaver nec'h:  
Rac-sé fa y Galéant, me a ro conje déck.  
Da vont Varleté h' Roland hac af Prinç Oifer,  
Hac ixe Salomon hac af Superis Ojer,  
Ha lavastit deuz mes esp tam tintamar,  
On en em resolvet dâ obér o lavar:  
E prohetant rîs pêoc'h gant bulgale Emón,  
Hac e meus qemieret fêrm va résolutioa.

**OBERAN.**

O devez éus a joa hac a rejoissancé!  
E voamp o chostoi se peuplez vloa zo en Franc.  
Impossibl ê dâ zén lacet gant guifone  
Pet iden o deus, stouas, bet collet o buz  
Ebars et brézel-mâ entre Renod ha c'houi:  
Atsin nô vloa en Franc nemet poss hac auut.  
Hogen ar weach-mâ, a drûgare Done,  
Gêr êt ent résolvé deneus a bêp côte  
Dâ obér ean abord jenferal entre-oc'h.

Da zilez an armou hac ambrassi ar peoc'h.  
 Me ya gant calz a joa da laret da Roland  
 Ha d'ar Baronet all retorn incontinant :  
 Pa glevint ar sujet, e vezint contact bras.  
 Adieu eta, Sire ; mont a ran en beach.

CHARLAMAGN.

It eta, Galegan, buanna mac'h elset.  
 Ha ni, en em denomp da c'hortos va Francel.

*TRI-HA-TREGONTVET DIALOG.*

RENO'D hac e suit.

GUICHARD a lavar da Richard a Normandi:  
 N'em gonsolit, Richard, bezit joaus ha gyê.  
 Me gred o po ember eur chêlou a neve  
 Hac a vo favorabl ebrys en oc'h andret:  
 Me a vel aparanç e vezoc'h delivret.  
 Roland hac Olier, hac an Duc Nêm ivé,  
 Ojer ha Salomon, Princet bras ar Roue,  
 O deus-an dilezet, Richard, balamour déch:  
 Delivret e voc'h sur, n'o pezit qet a nec'h.

ALARD.

Eur Chevalier zo êt prest var lerc'h ar re-all,  
 Me a gred d'o atrap en deveus calz a vall  
 Da ober dê retorn da gavet ar Roue:  
 Me gred or ho ar peoc'h, moyenant grac Doue.

RICHARD A NORMANDI.

Esper am boa bepret an Tadou eus a Franç  
 A rannje o c'halon dre'n anter gant grevanç  
 Qent evit ma lesjent donet d'am disruijan,  
 M'o ped, depordit c'hoas eup neubeudic bian.

RENO'D.

N'en domp qet tam presset, Richard, d'a tistruijan;  
 Nemet ho t'ilivranç ha psac'h na c'houleman.

PÉVAR-HA-TRÉGONTVET DIALOG.

BARONET *Charlamagn o vont en a hent.*

OIER.

Avançomp en hon hent, Otrone, a vagad.  
Ha pa è Charlamagn qement opiniat.  
O rêy demp hon refus vit qen neubent a dya.  
N'on eus nep avantach evit e servicha.

OLIER.

Me a vel var hon lerc'h éru eur chevalier,  
Hac a deu, mòch assur, gant calz demeus a êr.

GALERAN.

Arêtit ho paziou, Otrone, p'o pedän,  
Ma hattim eun neubeut qemeret va alan.

NEM.

Diclériet, Galeran, ebars en ber langaj  
Petra è a ra déch mont qet prim en beach.

GALERAN.

Éru è an amzer ar vech-mâ, Otrone,  
Ervez an aparanc, a drugare Doue,  
E vezoo delivret Richard hor c'homppagnon.  
Hac e vo grêt ar peoc'h gant bugale Emon.

AR BRINGET assambles.

O clêvet qementse hon eus joa droist rôzon :  
Pan deus Charles chenchet a resolucion.

GALERAN.

Ar Roue Charlamagn en deus, va supliet  
Da bedi ac'hanoch, Princet ha Baronet,  
Da retorn gane-me bete e bavillon,  
Hac anfin e rêy peoc'h en o tisgrecion.

ROLAND.

Me ne ziferin qet da vont bete'r Roue.

Me zo prest da vonet, ha Salomon i've.

*PEIMP-HA-TREGONT ET DIALOG.*

CHARLAMAGN ha e suit a autre.

GALERAN e éru gant ar Baronet du gaout ar Roue, haec a laver?  
Grêt e mëus va beach, Ampereur redoutet;  
Deut "é ganén bremâ ho Princet d'o cavet.

CHARLAMAGN.

Ha pegen obstinet oc h-u, va Baronet,  
Pa ret din obér peoch à enep d'am souet!

ROLAND.

Ma n'an doc'h, Ampereür, en bolonte da se,  
Ni n'o contraignfomp' qet, bezit sur, va Roue.

SALOMON.

Ma na accomplissit, Sire, ho propoziou,  
Ez comp' qdare da zispén hor roujou.

Obér a redont ar vnu de vñt quid.

CHARLAMAGN.

Arêtit, arêtit, Baronet orgonflus!  
Gant obér hò lavar es em gafoc'h évrus.  
Me réy en ho réqet peoch' gant milbien Enton,  
Moyenant ma téyott peder gondicion:  
Ar c'henta è penos Renod ar e Hoopapla  
A renq d'ont dirazot d'en ent humilié,  
Da anaovot e fot ha da e houïent pardot;  
D'an eil e rento din ta alchoue a Zordon;  
D'an dredie e renqo Renod delivra din  
Brassa tñgnon ant ens: Richard & Normandie;  
D'ar bedervet Renod a yel e triati pent  
Dilouer tre divotiou Bete Jettisalem;  
Da visita ar be hor Zavet biniget,  
Da obér pñsijer demeus e ofatig grët.

Setu aze en bref va ollégondicion,  
A ranço heuill en sonc evitibous tva migron.

**Olier.** Olier, j'entendo se iñor  
Ampereur Charlamaga, ne leueret neua ríbore  
N'an dé mibien Emos prest d'a acomplissan, si  
Ja, ha çalz oussan, mar goulannit autoghe uel  
Me ya, mar permesit, adonhong se dece.

**CHARLAMAGN.** Olier, el ue  
It eta, Olier, diliavo, l'piní pedan, aq'goito o tua  
Ma vezo laqet fu euf'vech d'ar b'zezel-màn.

### **C'HOUËC'H-HA-TREGONTV ET D'IALOC.**

**REXOD.** A autre gané o suit hac a larvante.

Eun dra vras é sonjaly: Richard a Normandi,  
Pegemens uera boan honfus ha c'hewi ha n'p'z  
E clasq' laqet Charles, las Rose obisther, o an.  
Da accepti eur poc'h zo pel zo désiret.

**ABANDON.** Abandon, j'entendo sinagogat!  
Biscoas, me wac er bed! Rono was Ampereur  
A raje dit benan fait q'elios a valent n'stige sta  
Hac a ra Chatlamagn brama testenement;  
Ret é ma ve tentet sus gant an arouant.

**GOICHARD.** Goichard, j'entendo zed.  
Gouscondemz dud simplic'e l'hort den vertuts,  
Dre m'en deus grès avez illeso somptus;  
M'or c'hasad er pareil ma mesyan bot eavet,  
M'en hachis q'or munus évek ar b'zezel p'zger.

**RICHARD.** Richard, j'entendo tsing.  
C'hoas eur vech o pedan, Richard a Normandi,  
Balamont m'as o'h: sur unan non c'henderet,  
Poc'h abandon Charles renoneit-an t're,  
Ha ni o laqey! c'hoas: obars en libertat,  
Ma na rit q'mezaie, b'fissatut en rovinat.

Penos e voc'h crouget abars eun heitt ahan.

*Richard à Normandi.*

Ah! va chender Richard, ennes ve lachete

Goelet au xil qender o crouga egile

Ne gretent birviqen houpe ar gonsianç

Da staga ac hanon en croug ous cur pôtanç.

*Richard.*

Grin, en fe a Richard, ep ober contenanc.

Me o crougo hardi huel ous cur pôtanç.

*Richard à Normandi.*

Anfin, grit a geret: piest clos òn da vervel,

Ne renonçia biqen d'am Roue naturel:

Da Zoué ha d'am Princ e vin fidel bepret;

Biscuas bete vrenâ ne mieu otramañt grêt.

*Guichard.*

N'em disposit, Richard, échui a renqet;

Re e talchit parti Charles an obstone.

*Richard à Normandi.*

Deportit c'hoas, Guichard, me a vel Olier

Eru gant galz a bress entrez ar perzier,

Ha gantân aparanc, er sécon mer guelân,

Deus a beoch evidoc'h ha me da zelivran.

*Olier.*

Pebes qélou a joa bac a rejouissanc

A ra din, Otrone, donet d'en em avanc

Da anong dêch pendez ez amp eç de pini

E vez grêt ar peoc'h entre'r Roue ha c'houi,

Mayenant d'o ceste ec'h accompliesochi iwe

Bolonte ar Roue var sujet qementise.

*Renod.*

Va chender Olier, pa och ambassadeur,

Lavarit din petra a fel din, Empereur,

A renqomp da ober, ht, me och apstre,

E vint pigrim, pe mero qescouezo.

*Olier.*

379

OLIER.

Peoch a r y ar Roue gan ch, mibien Emper,  
Moyenant ma heuillfoc'h p der g ndicion :  
Ar genta   penos ez efoch ho p var,  
Da renta oc'h omaj d'e Vajeste royal;  
D'an eil gondicion, Renod, c'houi a rento.  
Ho march d'an Ampereur da ober a garo ;  
D'an drede ho preudeur a renqo da viq n  
Servich ar Roue Frang evel o souveren ;  
D'ar bederyet, Renod, c'houi y l oc'h unan peur.  
Dilquer ha divoutou bete Jersalem  
Da visita ar be hor Zalver binig t,  
D'ober pi jen ous o pec het tremenet.  
Setu aze ar pes ma consist oc'h acord ;  
Pa int discl ryet d c'h, grit brem  och eform.

RENOD.

Va c'h nder Olier, ne lavarit netra  
N'an d n me, moch assur, prest da acomplissat  
Petric lavarit-u c'houi iive, ya br udeur ?

E DRI VREUR.

Ato ober eur vech peoch gant an Ampereur.

RENOD.

Va c'h nder Olier, lavarit d'ar Roue  
Cavet paciantet mat be e volonte ;  
Brem  soud n vasant ez komp hor p var  
Sur d'en em bresanti d'e Vajeste royal.

OLIER.

Me r yo qementse gant joa dreist-ordinal ;  
Qen a v zo brem , va c'hendervi loyal.

RENOD.

Ma eta, Olier, ni ya d'en em b repar ;  
Hogen qassit gan ch Richard a Normandi,

OLIER.

Mat ech allit credi, Richard die assuranc,

Penos ez oc'h qaret gant an Tadou a Franç;  
 Rac peneverte sur ho liberacjōn,  
 Ne voa qet grēt peoch c'hoas gant bugale Emon.

## RICHARD A NORMANDI.

Me voar erfat penos ne oufen qet jamés<sup>1</sup>  
 Dont d'o trugarecat démeus ho madelez,  
 Poëh eus contribuet réi din va liberte,  
 Ni en ém gavo tout moyenant graç Doue.

RENOD a boq da Richard a Normandi hac a lavar deau:  
 Duç nobl ha puissant, deus a greis va c'halon,  
 E c'houlañ diganêch excus mibien Emon;  
 Rac m'or boa menacet da gavet ho pue,  
 E voa evit clasq peoch eo e temp qementse.

## RICHARD A NORMANDI.

Me voar erfat, Renod; me o pardon a ze.  
 Me a tante avoalc'h en ze ho polonte.  
 Adieu, va c'heñdervi, déch oll a lavarán.

## RENOD.

Ha déch'ive, Richard, qen a vezo bremàn.

Richard a Normandi hac Olier a sorti.

## SEIZ-HA-TREGONTVET DIALOG.

## CHARLAMAGN hac e suit.

RICHARD A NORMANDI, var a zoulim, a lavar d'ar Rouez  
 Ah! perac na mens qet cloqanç Ciccion,  
 Hac eun teod alaouret ha furnes Salomon,  
 Evit trugarecat ae'hanoch, Ampereur.  
 Demeus ar vadelez hac hive ar faveur  
 Och eua bet evidòn d'am bea deliyret!  
 Rac sur peneverdoc'h e voan bremâ crouget.  
 Sevel a ra enza, en eur drei ous an Tadou a Franç, hac e lavar,  
 Ha t'houi, Tadou a Franç, o c'hortos an amzer,  
 Me o trugareca oll en particulier,  
 Hac a rent déch' graçou ebars en jeneral:

Epad va oll bue me vo déch'u, loyal.

**CHARLAMAGN.**

En assuranc, Richard, tomic ê bet vatrnoch';  
Evit o telivra ec'h acceptan ar peoc'h.

**OLIER.**

O pet paciantet, me o ped, Amperent,  
Bremâ zouden e teuy Renod hac e vreudeur  
D'efectui ar pez so merget en trete.

**CHARLAMAGN.**

En em dénnomp eta, da c'hortos aneseo.

**EIZ-HATRÈGONTVET DIALOG.**

**RENOD** *hac é suiz.*

Renod, quisquet en Pelerin, a gomz ouz e Bried hac e Vugale.  
Clevit ta, va fried ha va bugale gèz,  
Ema zo déch'uun de eus a dristidigez,  
Hac evidon eun de eus a rejouissanc;  
Me ya da ober peor'h gant ar Roue a Franc.

**CLEARA.**

Otroù Doue, Renod, petra eta zo c'hoas?  
Petore chanchamant so en ho personaj!  
Perac na visqit qet oc'h habit caer ducal,  
Pa ric gant Charlamagn eun acord jeneral?  
Noc'h eus qet meritet ar maro seblant din,  
Ma è ret déch'a dougen eun habit pelerin.

**RENOD.**

Itron nobl ha guirion, m'o ped n'em gonsolet,  
Ret è accomplies ar opéz so lavaret  
Var sujet an acord entre ar Roue ha me;  
Poent è en em amant demeus va goal vue.  
Ebars er brezel-mâ me o les da gompreñ  
Et eus grët tñvierou a void ar gristenien;  
Grët qen'tu hz scarleq ar yeod glas gant ar goad,

Allas ! va fried qes, en zt ez, òn coupabl.  
Hac e meus prometet pel a zo d'ar Roue  
Ma carje ober peoc'h gant va breudear ha me,  
Ech' ajen va-unan en guir pelerinaj,  
Dilouer ha divoutou da visita ar plaq  
Ma soufras ar maro va Zalver biniget.  
Da-c'houlen qent mervel guix pardon d'am pec'het.

## EMONET.

Allas ! ya zadiq qes, oma ar galonad !  
Crega ra ya memprou, bervi a ra ya goaz  
Pa tanxit evit peoch ouzomp n'em sepaï,  
Ar pes zo cruella dont a on abandoni.

MONET. RONET.

Ne dieit qet, va zad, n'em expos evelen,  
Na monet, o'ch'yanap bete Jerusalens;  
Rac calz a zaüjeriou a zo da yonet di :  
Hon lest da vont ganêch, humblamant m'o suphi.

## RENOD.

Doue ha va êl-mad, a vo oe'h; va c'hunduin;  
Pedit oll evidon ha ne yolek qet din.  
Adieu, qa fried qer, ha wa daou groudut :  
Dispartia zo ret, an dra-se a zo sur lez.  
Doue da rey demp grag d'qu'ez velot en èc,  
Ma n'or be an hini d'er guelet en buet.

CLERK. Adieu, va fried qef, qendavo ar ratoñ.

## E ZAOU VOGEZ.

Adiep, va zadiq paout, enoestr boyat d'ò torn.  
Clerc hac e bugale, p'monghouer n'go moalagid, n'go avel  
Demp ar vech divea, me-o'hped, a va breudeur,  
Da zina an acord dirac an ampeteur.  
Ah, Boyard ! ar Roue a gomand dia boem.

Donet d'e, zilezel; necl e noboissé. I  
Da zilezel a ran gans qeszebras gouscoude j  
Rac cant goeph lech, ed oclim recuperer va buel  
Adieu a laran dit, ha nonpas ep daerou.

**GRISEHARD.** OIE son pere et moi  
Renod, deus d'o peache lantezis ho canvous de la

### **NO-HA-TREGONTVET DIALOG.**

**CHARLAMAON** ha esuit, **RENOD** ha e **REINOU**

Renod en em dol d'au desoulin dirac ar Roue, ha e loper, uelha  
O Monarq redouuet, ya mestr ha ya Roue!  
Setu deut dirazoc'h ha va breudeur ha me, uelha  
Evit tenta'dech. Sir, homaj, soumission.  
Pardonit ac hanomp, m'o ped a vir galon;  
Ni a accompliesc ar pes a zeziret,  
Setu aman va march Boyard en ho souet,  
Hac ixe va breudeur prest clos d'or servicht,  
Considerit ane, va Rose, m'ol supli.  
Ha me en em brepas da vones em bêcha em  
Bete Jerusalem en guir pelerinach.

**CHARLAMAON.** Assurit que Renod ha pris le bon conseil, em-auret s'e  
Ne allan que bretes du zden dega nidezras, e me d'E  
Pa regneras. Ceu idem au deo que s'endroit qid en uelha  
Da vous obéispanc, que m'ubouti ha gracieus, s'e uelha

**RENOD.** Me gaije apprebi que illar, dech, gans undadrou, uelha  
Em biye grêt ganec'h as peoch peintres via regas, IN  
**RICHARD.**

Credit ferm, va Roue, ne qet gaist'adon razoc'h  
Og eus-ni desirat ober, ganec'h ar peoch, uoi s'es: O  
Hogen Renod, ma gouchet ve gonsaint, a zig, eq na

Balamour d'ar muntru a zo bet grêt en Franc,  
En em gav e-enan coupabi auzarn ané;  
Biscoas ne voemp orénvogh euel hisio an de.

RENOD.

Va breutiq qes Richard, nô goenzit qen a ze.  
Adieu a laràn déch hamblamant, va Roue;  
O pet sonj em pried hac em inocanter,  
Hac ive em breudeur, ô Monarq redoutet!

CHARLAMAGN.

Be am bezo, Renod, nôdi pet qet a vorc'het.

RENOD.

Adieu, Tadou a Franc, Princet ha Baronet,

AN TADOU A FRANC.

Adieu eta, Renod, gant calz eus a regret.

RENOD.

Qemerit va Boyard, Sire, mar plij ganêch.

CHARLAMAGN.

Qemeritan, Roland va niz, m'er gomand déchi

ROLAND.

Sire, me a zento ous ho comandamant.

RENOD.

Dalit eta va marc'h, den jenerus Roland.

Pa meus-me qimjadat digant, an Ampercur,

E qemeran çonje diganêch; va breudeur.

Adieu va bregn Richard, adieu va breur Guichard,

Adieu pareillamant va breur yaouanq Alard.

AN TRI VREGA.

Adieu, va breur Renod, vaillanc hâ reddouet;

Ni esper a quelet c etorn en yéchel.

Renod a barti evit Jérusalem.

CHARLAMAGN.

Orsus roit din avis, Otrone, p'o padam,

En po gis e ran-mec da Veyard periam.

## ROLAND.

Pec'het va, va cont, dont bremâ d'e lazâ.  
Me e ped da zonjal ober eun dra'l ountâ,

## CHARLAMAGN.

Ret e vo e deuleur ebars rivier ar Boug,  
Staga eur men melin ebars qerc'hen e'choung,  
Ma renquo sur beui pe eva anei tout;  
Mes biqen, m'en assur, ne yélo en e roat.

## ROLAND.

Sire, me a zo prest pa gerfoc'h d'ober ze,  
Va brassa desir ê plijout d'o Majeste.

## CHARLAMAGN.

Grit se ta, va niz quer, ma zayomp var hor his  
Buanna ma halfoimp adare da Baris.

FIN EUS AR C'HOUEC'HRET ACT.

## SEIZ VET PROLOG.

SETU amân ar fin eus an Drajedien,  
Qement a meus taver da verqa gant va fluen.  
Mës evit qementise pa zellâr ho pizaj,  
E seblant d'am sperei n'en doc'h qet contant c'heas  
Pa noc'h eus qet clêvet rapporti pen-darbenn  
Ar vue jenerus eus ar Chevalieryan,  
Na petore finves e teuas da gavet  
Boyard ar marc'h quer caer, pa vœc en dour tolet.  
Rac-se, Compagnuez, emeus c'hoant ep dale  
Da zont da gontanti déch o curiosité.  
Rac me a gonto déch ebars en ber amzer  
Petra éruas gan; Boyard p'oe tolet er rivier,  
Hac iye gant Renod petra a éruas  
E vont da Jerusalem en guir pelerinaj,  
Hac ar rejoissanç a eure e vreuder  
Pa vœc goelet Renod oc'h éruout er gér,  
Mes d'ar rejoissanç e vœc bér au termen,

Rac Renod o c'huitas da boq̄t pinijen,  
 E lec'h ma teusas en da tenta e enc;  
 Grac̄ deān da vea e Rouantelez au êe.  
 Me ya eta brémâ gbellâ ba ma ellin  
 Ar pes meus avancet da tont d'efectuin.  
 Mes ne ettemit qet e haq̄fen va spéter  
 Da pber yersiouj dêc'h bad a ve relevet,  
 Evit expliq̄a dêc'h ar rest eus ar vuos  
 Qementisé a dremen sur va c'hapacie.  
 Ne meus qet a studi nac avoalc'h a amizet  
 Evit n'em aquita en evelep matier.  
 Rac se, Compagnuez, me o ped excuset  
 Hac ebars eabour ar fotou a veler.  
 Lavaret a ellit ebars en bar langaj:  
 Penevert-an n'or-boa qet clévet davantaj.  
 Dre se ec'h esperan ec'h excusloc'h sur crenn  
 An oll fotou pere a velloch'o tremen;  
 Hac ez-an d'échui gant ar c'haq a Zoue.  
 Mar gallan dont a ben, ar rest eus ar vuos.

### ACT VII. HA-DIVEA.

**G**oudik m'en devoa Charlamagn comzet ons  
 Renod hac e vrendeur, e teus da boqat da Richard  
 a Normandi, hac e c'houlennas digantan pesort  
 prison en devoa bet digant Renod, hac e respondas  
 Richard a Normandi penos e voa bet tretet ho-  
 rrorablemiant: ar pez a eurç galz a joa d'ar Roue,  
 Evelse ar Roue a deuas da gomandi ma teujet da  
 ziloja evit mont varzic Liej.

Pa vuos érues ar Roue vat bord rivier ar Meuz,  
 e tigassas da gavet Boyard, marc'h caer Renod;  
 pa er goellos, e lâvaras deān: ah! Boyard, te  
 c'heus grêt din alies en em fachu; mes alañ  
 ðn deut aban d'an em venji? haudivise etecas

da oïdrén staga eur mon mélînen' e gerc'henn,  
 hac en teuler divar ar pont ebars rivier ar Meuz.  
 Boyard a yas ractal d'ar fonç, ar pez a éust c'atz  
 a joa d'ar Roué, hac e lavaras da Voyard : mare  
 oc'h, ma ne allie qet eva tout doare ar rivier.  
 Mes Boyard a scolas qément war ar men, q'en a  
 deuas d'en téri ; thar savas vaf goudre hac e neuas  
 bete ar c'hostie all. Pa voe softiet eus an douy  
 e comanças d'ar c'hiñiqal an tetrupla, hac en em  
 laqas da e haloupar qet buan, ita sonjet e voa  
 er chutunou eus et chasseal, hac ee h'atiteas en  
 forest bras Daiden.

Charlamagn en dévoe calz a antjen pa velas  
 Boyard achapet ; mes e varonet o dévoe calz a  
 joa. Calz a lavar penos Boyard a zo c'hoas en  
 buz ebars en forest Daiden ; mes pa vel deh'ebet  
 e teu ractal da dec'hel, hac evelse ne aller qet e  
 diza davantach. Goude ze ar Roué a chalvas e  
 varonet hac e roas dê o c'honje, al perz o laqas da  
 Vea joaus, rac hast o dévoa da velet o bugale.

Renod a étuas e Constantinopl, hac a lojas e  
 li eur vieg santele peini en servichas deus ar pez  
 en devoa. Doue pourveet dei, ha goûde e tuas  
 da voelc'hi deastr e dreid ével d'ar pelerinet all,  
 ha goude er c'hunduas d'e gambr en eur lavaret  
 deau : aman e consqfoc'h fenos, rac ebars er gambr  
 all eus eur pelerin all peini a zo clanc'bas. Itron,  
 eme Renod, m'o pe ar vadelez, em be c'hoast da  
 velet ar pelerin clanc'ze : volontier, eme an iron,  
 rac me bromet dêch e truezus : evelse e tuas  
 d'e gundui el lêch' ma voa cotisqet ar pelerin.

Renod a velas erfat penos e voa Mojis, hac e  
 e bouleternas ouintan penos a iê ; mes Mojis p'en  
 glèves, o conez a sorties ermes e vele exel pa vije

het yac'h, hac a deusas da bogat deàn, ha goudé  
e c'houenpas ouptan pçnos a ré na resort avantur  
en digasse d'ar vro, ha petra a iê deàn bea quer  
paour gñiaget; mes c'hoas lavarit din ha c'houï  
qc'h eus pços h gant Chaylamagn. Ia, eme Renod,  
gant condic'on. Hac eyelse Renod a deusas da gont'a  
deàn evel och eus clévet diaroc.

Pa glèvas Mojis qement-mâ, e deusas da vea joaus  
hac e pogas deàn adare en eur lavaret: me zo  
guellét, gant ho qêlou mad, peini och eus la-  
varit din, hac eyelse e zayomp on daou assambles,  
rac ne gredân qet e teufemp da vovel gant an  
paop, jaç me voar magisq an daoreou.

Pa yelas an itron ar rejouissanc-mâ entre an  
daou bellerin, e deusas da zonjal penos e voant eus  
a eun noblanc bras benac, hac e lavaras: Otrone,  
me o pçd, mar plij gñec'h, lavarit din piou och,  
hac a helech e tñpit. Itron, eme Renod, ni a zo  
daou dijeniil pere a zo banisset eus hon bro, zo  
ret dëmp mognt er fécon-mâ dre ar bed: qenderxi  
gombes gomp, hac on eus c'hoant da obet hor  
peach assambles, mar plij gant Douç. An itron a  
deusas da vea joaus; ha Mojis peini n'en devos  
qet euet a yin pel a yop, a cyas eur banne aba-  
lamour da Renod.

Mes, en bref, comzoy, den ebet ne oufe expliga  
ar yop a eure an daou gender an eil d'egile. Pa  
éruas an dc, e savjont hac e qemerjont conje eus  
o hostizes hac en eur laqejont en hent; qement  
a rçjont o vale, ma c'hêrujont var et eul leo da  
Jerusalem, en eur plac a beini qc'h allent guelet  
an Temp!, Tour David ha qazi tout quer, Pa yelas  
Renod ha Mojis qement-mâ, eienjont da vea joaus  
hac e trugareqajont Douç da vea roct dë ar c'hrac

da vœa deut betec eno; ha p'v devoe gret o' seden,  
en em laqejont en hent evit antren er ger a Jérusalem;  
mès n'o devoe qet avancé p'el, n'a deujont  
da remerqout eur c'hamp vrás en dro da ger, elezif  
ma voa nombr bras a batillonou Chrestien, pere  
a voa eno e clasq' rei ar chasse d'af Rode Pers,  
peini a zalc'h qêr dte uerz.

Renod a aretas hac a lavaras da Vojis : va t'hen-  
der, pesort tud zo er c'hamp-mâ? Pe gristenien  
pe bayonet int-y? Certeh, eme Vojis, neoun qet.  
Pa voa Renod ha Mojis evelen o cozeal, ech étuas  
eun den ancien var varch, peini a deute eus  
an armes. Renod a lavaras deân : den ancien, ha  
c'houi o pe ar vadelez dà lavarat din pesort tud  
a zo er c'hamp hac en qêr? Pelerin, eme an den  
côs, af re a zalc'h qêr assiejet a zo chrestien,  
ha né allont qet e c'hemeret. Mes goudé, eme  
Renod, piou a zo en qêr? An Admiral Pers, eme  
an den ancien, peint en deus-y qeméret dre dra-  
hison. En pe facon, eme Renod? Gouzout a dfent,  
eme an den côs, penos an Admiral Pers a deusas  
da Jérusalem, guisquet en pélérin, gant calz'cus a  
dud; ha pa voant antreet e teujont dà zon en o  
c'hôrn ha da déhna o zibrinier, ma teujont da  
ober eur gombat qen térrabl, ma qemérjohet etil  
loden vad'eus a gêt abars 'mac'h' alias ar Rôde  
Thomas haë e dud en em armé, ma zé en em zo  
vetêt gant eun neubeut a dud en eur vro estranjour;  
mes esper en deus, gant grâç Doue, da zont d'o  
chasseal ep-dale.

Mes, eme Renod, lavarit din c'hoas : ar te'a  
zo en qêr hac int a zorti alies var ar gristenien?  
Ia; eme an den côs, rac eun nombr bras int  
mes goassia zo; n'ont eus qet a thê.

Pa glêvas Renod, ar c'homzou-mâ, e cornances  
da c'hoarzin, hac e lavaras d'an den ancien : ni  
a ya da velet, petra a être. Antren a rejont en  
armes an oll a zelle ouz Renod, peini a voa cur,  
pelerin qen vaillant ! mes Renod a zelle dumân-  
ha duant, hac a lavaras da Vojis : va chender,  
tel vo demp clasq eul lojeñnic benac en coste ar  
vñt. Mojis ne zessas qen a vog grât eul lojen.

Gouſcoudq an Admiral Pers a zortias ermes a  
Jérusalem gant tri miſ den armes. Ar vaillant Comt  
Rams a ziſtroas evñ parlant ouz Renod ha Mojis,  
hac o c'havas o yaſſa eul lojen, hac en em laqas  
da zellec oute ep. lavaret gis ebet ; mes pa velas e  
voant quer bras ha qen brao taillet, principalamant  
Renod, e lavaras dean : me o ped da avoui din  
ar pez, a c'houleñnin ouzoc'h, dñe ar fe a dleit  
d'an templ a deuit da adori ; da c'houzouï ë, ma  
lavarfoc'h din qç'h hapo pion oc'h, na petra a ra  
dêc'h hea qen paour guisquet. Sir, eme Renod,  
me a lavaro dêc'h va hapo ha pion ñn volontier :  
Renod a Vontoban a rëk ac'hanoñ ; an Duc Eman  
ë va zad, hac ñn deus d'an Dohar-Zantel da zervij  
hon Zalver biniges,

Pa deuas an Duc Rams da glêvet se, e vog joaus,  
hac e juentras, e zaouarn entzeze an ên, eñ cur  
lavaret : ah ! Chevalier nobl Renod, ar vaillanta  
ar Chevalieryen, recevit ya omach, rac me eñ em  
zo dêc'h, ya fuissang ha ya madou a renter en ho  
tiſſpcion. Renod a lavaras dean : savit en ho sa,  
rac va outraji a rit. Parbleu, eme ar Chomt, ne  
zavin quer qen o po acordet din ya gaulen, Ourou,  
eme Renod, deus a galon vad me en acord dêc'h.  
Neuzze e savas en cliza en sur lavaras : hac en zo  
guit och eus peos'h gant Charlamagn ? Pelech

emps ho preudeur, an Chevalier ten vaillant; ha Mojis ho qender, en peint o pos qementua fizog; hac ho march Boyard à Otrou, eme Renod, ivre breudent a zo chomet en France gant va gueg ha va bugale, ha va chender Mojis, setu-àn amàn.

Pa glèvas ar Chomt andra-mâ, e teuas da griañ gant joa : ha ! Comt Renod, chout a zo deut mad evel ar vajllañta Chevalier a zo var ar bed-mâ; hac evelse Doue ravezó meulet. Me deu d'o pedi da gemer va omaj, hac e teufet da zoveiat henor ar Roue Thomas, a zo prisonier gant ar bayonet mechant, pere o deus-àn qemeset abzoue ma momp amàn ; mes me a gred penos ma vec'h hor c'conductoñ, e teufemp ep dale da zelivra Jerusalem hac ar Roue Thomas. Oll Baronet ar Syri a éruas eno, hac a voent joaus bras o velet Renod éruet en o bro, hac e teujont oll d'er pedi da vea o chef, revel en devoa grêt ar Chomt Rams.

Pa velas Renod penos an oll Baronet eus ar Syri er pede da receo oomej, e lavaras dê : pa bliij dée'h ober din jan enor-se, me a deu d'en secoo abalamour d'ar Roue Thomas, peini è ar Roue lejitim.

P'en devoa lavaret qement-mâ, ar Chomt Rams en pedas da vont gantans d'e bavilloh, ha veyas. Ar Chomt a laqas digass calz a abijou caer hac her nachou magnifiq evit réy da Renod ; mes ema ne gemeras nemet eur marc'h, eun her nach hac eur zabren ; mes ar Chomt a lavaras deanoqemes abijou all, hac e respomas penos ne chancho qâl a abit qen en devije pojet da Ve hor Zâver. Ar Chomt a c'halvas Godefroa hac ar Chomt Jaffes ; ea eur lavarat dê : Otrone, senjomp da venob Doue, p'en deus digasset dempenn zyelepticous

eus a Renod ha Mojis. Seblantout wa dñe e tleomp  
caout eur boulaouen alluinet pepiniere e bavillon  
evit trugarecat. Donec deus ar sicdut en deus di-  
gasset demp. Ar Baronet a respondas e lavare erfat.  
Neuse pepiniere zistroas d'e dancen, hac e rejont  
eun iluminacion ar gaera, peini a're eut sclerijen  
vras ebars en arme.

An Turquet a voa o tional Tour David, o velet  
gement a sclerijen en camp ar Gristenien, a voe  
estonet, hac e yas darn ané da lavarat se d'an  
Admiral, peint o clévet qementse, a gomanças  
da yudaien eur lavarat : ah! Mahom, petra a ra-  
dé ober qement a rejouissanc? me gred e c'hoarve  
gante evel gant ar cign peint a gân pa zant e tle  
mervel; rac me a so sur e vint hirio distrujet,  
hac e evit se e reont qement eus à joa. Neuze  
a teus da douet dre Mahom, dirac e Varonet,  
penos e sortije an de varlerch evit distruja ar  
Gristenien.

Pa voe éruet an de, ar Baronet a deus da  
zaludi Renod, peini a voa en e bavillon, hac e  
leverjont dèan : Orou, petra zonj dêch a dleomp  
da ober? dleout a reomp-ni ataqi qêr? Ouone,  
eme Renod, manifiq e comit!

Pa voa ar Baronet evel o tozeal, an Admiral  
a ras digeri as porz hac e sortias gant deg-mis  
den armes : er momant-se, Renod ha Baronet  
Syri a redas d'o armou. Renod a voe armes tactal,  
a gemeras e zabren, hac a bignas var e varc'h.  
Mojis leu en armes vive, a bignas var e varc'h en-  
ear grial : Baronet, n'o pet aon lebet, rat me a  
bromet da Zoue, evidon da vea ermit, ne retourn-  
get qensa vo distrujet ar Sarazinet, hac e lavaras  
das Baronete chapit en tal gRenod, rac ma ve-

ar Chevalieryen, all suoltan, ne badié que peiles Sarazinet.

Pa vqe ar Barbnet en eys armes, e tenjont de senji o batallonou goella ma adent. Queqem an Admiral a énas, en iesper distruja ar Cristenien. Ar c'heula batallon, Sarazin a vqe tundet gant ar Rose, p'cini a yokhanve Margaris, hac e rouge e yel armion seul leon p'ister en eur l'égon curus. Pa uelas Margaris vo appeno s'quevarar Cristenien, e redas var Renod; o vedet amean e tent, Renod a lavaras d'ar C'homt Rams : ar payan-mâ e deu gant calz a bast da glasq e varo. Ractal e saillas var Margaris, hac en scôas qen rust gant e lauc, m'ea heukas part-nus-part.

Goude m'en devoe grêts e lavaras : ah ! glouton, Deuc d'a punisso ; qê da obec compagnuez da predecesso'ret d'an ifera. Goude e laqas e zorn var e zabren, hac e scôas var ben eur Sarazin gaant gement a aerz, m'erfaoutes bete e zent ; queqem e scôas eua al, qen a caillas eibent divarce bouq.

P'en devoa lazet an tri-mân, e comâncas da grjal : Monsohan. Pa glevas Majis amean, en eis laqas e vîtaill que fier hac eul leon, hac ar homa e rascontras a laqas entre danu bes ; goude e comâncas da s'quei a glei hac a deo, ma touas da lazz eul nombr bras a Sarazinet, qen a deuas Renod bac ar Bardinet da vea estonet ; ma lavaras Renod a ha c'houj oeibens golets ieruploc'h ermit d'certezza eus ar C'homt, eun den è da estimout. Biniget a vo an heur ma zoch'dent d'ar vro-mân ; rac mei vel bremân, dac ho yaillantis, e vo delivret Jersualem, hac ar Renod Thomas sennet bus ar prisom.

Goude m'en devoa an Duc Rams comeot eys Renod, e pigoas var e vanc'h, hac e stôras aut

Turq' qes Matabbi, maro-morales an osans tuse è lanc adreus dre e gorf, ma coeas maro-miq var ar plouar; goude e tennast e zabren hac e erias Rams, an eur lavaret : s'quoit, Baronet, rac ar Sarazinet a yo oll distrujet, mar plij gant. Deux dont da gonservi Renod ha Mojis. An oll Baronet en em laqas, er gombat hac e rejoint eur c'harnaj bras. An oll en estene ers a vaitantis Renod ha Mojis, rac den ne grede en em gaout dirase. Pa velas ar Bayonet ne allent que résista eus tolloia Renod ha Mojis, e qemerejont an tec'h van-zu Jerusalem. Pa velas an Admiral e dud o tehet, e lavaras dê; penos ts, canailles, ha ne ouzoch-u que me ho Roué? hac e teut da redet arac ar Gris-tien! Pelec'h emán ar Roué Margaris? Sir, eme eur Sarazin, maro è. Pa glèvas an dræz, e vee var ar poent dà araji, hac e c'houennas pante piou en devoa lazet anéan. Sir, eme eur Sarazin, vaitantia Chevaliers a gement a zo er bedj rac lajet en deus eun abombr bras deus ho iud d'ar maro.

An Admiral a dousas dre Mahom penos e randje e dreusi gant e lanc; ha p'en devoe grêt et zermant, e piqas e yaç'h hac en em laqas, er gombat. Ar e'benta ar rancontras vee eur Chevalier hanvet Galeran, da beini e roas eun tol que punner, que a dreumes e lanc adreus dre e gorf, e goude e tennas e zabren hac en em fouras chesq; ar foul en eur grial : s'quoit, Baronet, var ar Gris-tien; rac berip e rancont bea distrujet.

Pa glèvas ar C'homt Jaffes ba Jeofroian Admiral, e teujont d'an em laqat e mèle, elech ma rejoind eur c'harnach horubl; hac ar Gris-tien a vije bet goel drezel penevest Renod ha Mojis.

*Jerusalem delivret dre gouraj Renod ha Mojs.*

Renod o veles ar vataill, en em lagas ebass evot  
gul Leon furius, ma sc̄as eur payen a voa niz d'an  
Admiral hanvet Orient, hac e roas eun tol zabren  
var e c'houq, qen a strinpas e ben pel diouian ;  
sgei a ras iwo viz Vaibon qen terrubl, ma treujas  
an den hac as maſc'h. Anfin en em diaquel a eure  
gor vaillant, qen a voa ar bayonet spoutoret; ras  
tolet en devoa e rondachen var escqa, dels'hela r̄e  
a zabren en e zaou-zorn, abandoni a r̄e e dolliou,  
sgei a r̄e a glei, hac a deo, ha ne sgoes tol na last  
var payan.

Ravelas an Admirabl en domaj a r̄e Renod d'as  
dudz, e tensa da douet dre e soue Mahom penos  
se zebrie tam ebet qea en divijc lazes an don vil  
bras-an. Sir, eme ar G'homt Amory, me a pesuda  
lael an dossign-se, rac-mo lavan d'ec'h, mæc dit  
diracâo e voc'h sur lazes gant eun tolepoc'h. Mojs  
a r̄e eur charmach bras dre lec'h ma tremene. Pa  
melaq Renod e r̄e Mojs clementse, e non content  
hac e s̄egas eun Turq, qea a famutas erken entre  
daou, ha goude e cras Montoban en eur davatare  
sq̄dic, va mignonet, han or bo fa: aez.

Pa glêvas an Admiral triel Montoban, koteud  
da vea easonet, rac gouduav eufat evoa an vaillant  
Renod an beini em devoa olêves parlastralico, an  
terriplas Ehevâlicus eus a bide; lavanada eus eoutis  
q-mor e carjobera en Pêne. Racial e qemetas pen  
en tec'h; mæc ar vaillant Comte Ramu en hecillas,  
ha ni en leze getidai vont war e hâsa.

Pa vellas an Admiral en heuillet, en emzovetas  
kess eus Jérusalens, hac e lema e dad crimes, pere

a voe qazi oll hazet + rac Renod ha Mojis a eure  
 eun disiruj vras varne : neubeut anê a achapas. O  
 velet an Admiral tec'het, en devoe calz a anqen ;  
 qemer a ras eur sparl da zével an: nor. Calz a boán  
 en devoe gant se ; mes pa' velas e voa arêtet , e  
 tennas buan e zabren , hac ech antreas e Castel  
 Jerusalem. An Admiral o velet ar Gristenien an-  
 treeet , a deuas da dojet dre e zoue Apolon e ranqje  
 ar Roue Thomas sovetat deàn e vue , p'otramant  
 en lac'hje. Eylese e redas d'e gavet hac e lavaras  
 deàn : Roue Thomas , ma na sovetait din va bue,  
 me la rîy déch mervel ; rac me o tolo d'an traon  
 var o pen. Ar Roue Thomas a lavaras deàn : qe-  
 merit paciartet. Ar Roue en em laqas er prenest  
 hâc la velas Renod ha Mojis pere ne anavee qet ;  
 mes eun neubeut goude e velas ar Chomt Rams ,  
 peini a anaveas ; hac e lavaras : Otrone , sellit a  
 drue ous-ho Rone peini zo amân prisonier. An  
 Admiral a lavar pehos ma n'er lezit da vont d'e  
 Rouantelez , én ha d'au all gantân , em tolo dre  
 ar prenest id'an traon. Doue d'o sovetei , eme ar  
 Chomt Rams ; rac ni a servich ar Chevalier peini  
 a zo amân presant ; lavarit deàn oc'h afer , rac ni  
 n'ellomp über netra. Mes , eme ar Roue Thomas ,  
 pe hanou en deus-àn ? Sir , eme an Duc , Renod a  
 Vontoban , mab d'an Duc Emon . Comt , eme ar  
 Roue , me o ped da rîy deàn da c'houzout ar pez  
 am eus lavaret déch Sir , eme an Duc , me rîy ze  
 volontier. Mont a ras da gaout Renod hac e laras  
 deàn e gomission. Otron , eme Renod , ne rôfomp  
 qet evelse ; mes ataqomp an tour , ha ni a deuy  
 da zelivra ar Roue Thomas ha da gemeret an: Ad-  
 miral. Var gementse e teujoht da ataqi an tour eus  
 a bep coste , hac e unan e teuas da bignat da genia ,

ha goude Mojis, ar C'homt Rams, hac eun antre cant Chevalier benac. An Admiral a lavaras da Roue Thomas : dre va doue Apolon, c'houi rêyo al lam d'an traon, ma na rit cessan assot.

Var ze en cassas da dal ar prenest, hac e crogas en e c'har en eur lavaret : me dolo d'an traon ar Roue Thomas, ma n'am pardonit qet. Renod a velet penos ar Roue Thomas a yê da goea, en devoe true hac a lavaras : Otrone, marteuomp da lezel an assot e vo-demp eur vez vrás, rac an touz zo qazi qemeret; mes eun drue vrás ve ma cherufe droug abet gant ar Roue Thomas. Var ze e comanças ar Baronet da lavarat : abalamour da Zoué ne soufrit qet en dese droug bon Roue. Renod a grías d'an Admiral : lezit ar Roue Thomas hac e veet delivret gant ar gondicion ma sortifoch c'houi hac ho tri Baron var ho troad, ep cass netra ganêch. Dre Vahom, eme an Admiral, ne rin qet se; mes me a yêl var varc'h ha va zri Baçon; ma n'acordit qet se, me lezo ho Roue da goea. Renod a lavaras d'an Admiral : ar pez a c'houennit o po, Joaus voe an Admiral pa glêvas se; tenna eure ar Roue eus ar prenest, hac e lavaras deàn : c'houi a zo qit diouzin. Digeri a ras ar porz hac e sortias. Ma voe grêt calz eus a joa entre ar Roue Thomas ha Renod, hac oll Baronet Syti. Goude ze an Admiral a c'houennas e zof-cunduit, hac e retornas d'ar Pers.

Ar Roue Thomas ha Renod a antreas en tour, ha pa voant éruet d'an ec'h, ar Roue en em atrinqas d'an daoulin d'e drugarecât. Mes Renod a grogas en e zorn hac er zavas en e za. Pa yoe sayet lavaras : biniget ravo Doue, p'en deus bet ar delez d'o pea cunduet d'ar vro-mâ, c'houi h...

Compagniez, rae peneverdot'h biqen Jérusalem  
Ne voa delivret, ha me vije distrujet. Mes iavaris  
sin ha choui oc'h eus peoc'h gant Chatlamiagn.  
Ia, eme Renod, hac abalamour da ze on deut da  
Jesualem en pelerinach. Neuze e tisqenjorit eus  
En tour evit mont da visita Be hor Zalver biniget;  
e lec'h ma teujont da renta grāçou da Zoué eus  
ar victor o devba goneet var ar Sarazinet.

P'en dévoa Renod ha Mojis addret ar Sépultur  
saintel, e voent cünduet gant ar Roué Thomas é-  
lec'h ma voent régater mad, rat ar téjouissanz a  
badas daou - ugant devet. Goude e vœc ofret  
salz a bresantchou da Renod ha da Mojis; mes ne  
gemerjont netra. Ar Roué Thomas a eûre préparé  
eur vâtimant ebars pors Chefet evit cundai Renod  
ha Mojis. Pa vœc prest pep tra, Renod ha Mojis  
a gemeras conse eus ar Roué hac e Varonet. Neuze  
ech ambarqjont; ma voent eis mis var ar mot ep  
goëlet d'ouar. Eut zadottivez vintid e teujont da  
rouari en eur plaçhativet Palerm, hat o vœa antret  
er pors, Renod a ordonnas en débarqi, ha ma vije  
ar vâtimant discärger.

Ar Roué Palerm o velet qemontse eus e breizet;  
e lavaras d'e Varonet: ret e temp mont da velet  
ar vâtimantont. Mont a rejont d'ar pors, elec'h ma  
qessjont Renod débarqet. Pa velas ar Roué anelan;  
e vœc Joaüs meutier, hac e ras deau eur cheff  
vras en eur lavaret; deut mad ra veet em bro;  
me o péd gant gant ferros du loja, elec'h ma  
telañoy d'gant deuteus ho peoch hac eus ho  
prezen.

Pa pôant evelent o dozeal assambles, et li éruss  
eur Chefet pemlavaras d'ar Roué: Si, an  
Admiral Pels zo étu gant eon armé puissant d'izat

Palerm. Pa glèvas ar Roué qemanté e veas da  
vea trise ha Renod Jeaus. Sir, ème Renod, nq  
veut qet esdant, rae prest e vèoch venjet. Ar  
Roué a eure crial d'an armou. Renod o velet se,  
a deus da c'houen armou. Mojis a lavatas ivé :  
abalamour tièc'h an en éto resolvet da zougen ivé  
an armou, rac bién ne oufen o souffr en danjers.  
Pa glèvas ar Roué Mojis e comez, e vœ souezet hac  
e lavaras : dre va fé, c'eli aman elin ermit thay  
rac pa ve ézou e voar laqat ar zabren en doré.  
Sir, ème Renod, c'houi lavar ar viction, rae e  
voan e qafet var en douar eur Ghévalier éveltan.

Goudé qemant-mañ, ar Roué pa vœ afmet k  
yas da ghout Mojis; hac a lavaras dékn en eur  
e boatzin : va migndh, m'o péd da zont da gemit  
va anseign, rac tra oufen bién e fey da Voiel e  
vidoech. Sir, ème Mojis, mat en rok dñi, mie e  
laqay da hoezi ouz va heul. Ar Roué voa content.  
P'en dévoa Mojis an anseign, e lavaras déan :  
Sir, heuillit ac'hanoù nep a gato, rac an Admital  
en dévo éombar; qerent e pigtas var varc'h hac e  
stillas var ar Sarazinet. Renod en hentillas a döst,  
e rancontras eur Sarazir hac e rois déant gant e  
lang k'en toll qen terrabl; qen en discras maro  
var ar plas, ar pes a laqas ar bayonet da vea es-  
torez; goudé e laqas e zabren en e zorn hac e squr  
qen terrabl; ma ranverse d'an douar qemant inf  
a rancontre. Pa velas an Admital an domaj a re  
Renod d'e dud, e lavaras : Gré va fe, bistroas n'ema  
bot guelet daou Ghévalier qen valiant hac ar re  
man. A belec'h an diabou int-y déat affian? rae  
mie voat erfat pêhos int estranfoureh. Më mous  
qemant a zoù odint qen a gréhan. Goncoude ar  
Roué dñec'h lic'h e duff ar iê eur harrij bras elin

ar bayanet. Pa velas an Admiral e dud en em gomporti quer fal, e tec'has; mes pa glêvas crial Montoban, en devoe qement a spont qen na vouie pellêc'h trei, hac e lavaras : dre Mahom hac Apolon, me gred an diaoulou-se a uz dre art diaboliq em andret : lezet em boa anê e Jerusalemi, ha bremâ int êruet amân, hac e lavaras dê : grêt fal on eus bea deut da ober brezel d'ar Roue Simeon, pa ma-an diaoulou-mâ gantân, pere zo vaillanta Chevalieryen a vale. Dre ya zoue Apolon, me garje bea bremâ em batimant; rac aon a meus da goll va bue er vataill-mân. Sir, eme e dud, n'o pet aon ebet, rac mar teuont etre hon daouarn, evitsur ne achapint qet. Otrone, eme an Admiral, n'ouzoc'h qet ar vaillantis eus ar Chevalieryen-ze; rac hac e vemp hoas qement all, n'en domp qet evit resistaounet, hac evelse na fel qet dîn chom pelloc'h amân. Var gementse e teuas da drei bret qenta ma allas, hac e yas entrese e vatimanchou.

Pa velas Renod an Admiral e tec'hel, e yas var e lerc'h en esper e dapout, mes en em zovetêt e voa en e vatimant; deus eno e velas an domaj a rô Renod ba Mojis d'e dud; rac bêrd ar môr a voa leun eus a bayanet astennet maro yar an douar, ar pes a eure d'an Admiral dont da denna e vleo ha da zetesti an heur/ma voe ganet. Renod a êruas er pors; mes o velet an Admiral achapet, en devoe calz a c'hlac'hар.

Pa velas ar Roue Simeon e voat deut aben eus e adversour, e redas da boqat da Renod, en eur lavarat : me vel penos ez òn Roue dre ho torn, evelse e prezantân dêc'h va c'hurunen; dêc'h ê da zispos anêi. Renod a drugarecâs aneân; ha p'o devoe conferet evelse assambles, ar Roue a geme-

ras Renod dre e zorn hac er c'hunduas d'ar pales, elec'h ma voent regalet enorablamant. Pa voe êcha ar rejouisanç, peini a badas pêvar deves, Renod ha Mojis a gemeras conje eus ar Roue, a voe contristet eus o goelet e partiia hac eus e guîtât; mes pavelas e renqent mont, e roas dê presantchou eaer. Ordren a ras ive pourvei batimant Renod deus a bep sort qig, bara, hac a gement tra necesser evit o beaj. Renod eta a gemeras conje di-  
gant ar Roue hac e Varonet. Pa voe prest da bartiaj ar Roue a deuas da boqat deân en eur voela, ha goude e returnas da Balerim.

Renod ha Mojis a yas dâ Rom, elec'h ma teujont da gôves gant ar Pap, ha goude ec'h ambarqj jond èvit mont da Dordon, elec'h ma voent receveas mat gant an habitantet, pere a avertissas Alard hac e vreudeur a ze : pa glefjont ar c'hêlou-mâ, e teujont gant ast ha joa da boqat da Renod ha de Vojis; pignat a rejont d'ar pales, oc'h ober catz a joa; mes Renod a zellâous Alard, er c'havañ triest, hac a c'hoüennas ountâ penos a tê e vreg hac e vugale, rac n'o goele qet : va breur, emo Alard, n'o pet aon ebet; e mainten yec'het. Neuze Renod a joaussas; mes Mojis a zavas ar gomz hac a lavaras : va chender, ar pez a lavar Alard ne qet goqir, rac ho pried a zo maro. Abaoue ma voach partiet, n'e deus paoueset da voela; qement e deus grêt oc'h ober canvou, qen ez è maro gânt an diplijadur.

Pa glêvas Renod se, e comanças da grial en euf lavaret : ô Roue Charlamagn ! me a dle o cassât; rac c'houi zo cos ma meus collet va fried, ous va c'has deus va bro; goude e lavaras da Alard : va breur, me o ped da zisqoel din be va fried. Alard

gunduas d'en Ilis var he an Duqes, sloop. une  
squillas calz a zacrou en sus lavaras : ha ! pesors  
pelerin qu'me ! me gred n'en deus qet misera  
ploc'h evidòn, rac me vel bremâ e meus collet  
oll, pa meus collet ar vogla eus ar gragez.

Qerqent e vugale a éruas, hac en em laqejoc'h  
var bennou o daoulin evit e saludi. Renod aboqas  
dô gant calz a garancie, hac en eur vogla e lavyasse  
va bugale baour ! grit ho possuh evit obet ar var,  
rac va c'halon a lavar dîn penos e teuùn cp dalc da  
vangoù dêc'h. Neuse e comanças da obet muy a  
gaon eget diaroq, ha Mojis ne ré qet nabeutoc'h.

Evelse, àz glaç'bas, a gomancas partout, dae gér  
hac a badas dec deyea ; mea an unecvet Renod en  
em laqas e bent evit mont da Montoban ; Mojis  
à ya gantùn. Ra ghêvas tud Montoban, e voe éra  
pamest hac o otrou, e teujont da dapissa ar tuyou  
sheil lech ma tleye tremen ; mont a rejont d'e  
tanceutr, hac e rejont calz a reverangon deân.  
Renod o recevas enorablament, o toat da zissi  
muli e c'hlac'h ar abalamour d'aa dud a ré deau  
gement eus a joa.

Ra voe Renod éruet e Montoban, e jpaouzas eun  
nebent hac en em laqas er prençst evit sellat oas  
traou, ma voe esioneñ o velet qement a dud deus  
dier goeliet, ar pez a ras deân calz a joaç sagas  
sonje qet bea retochet bijen.

Gonde m'en deyoa Renod : hac e vreudeur tre-  
menet eun neubent amzer en Montoban, e teuas  
Mojis da gaouit Renod a geste ha da lavaret deân :  
yakeador, poent è dîn qemer conje ouzoc'h. Gout  
a riz pegement a duil zo maro abalamour dîm, hac  
evelse ; ei poent dîm dont da c'houlen pardon eus  
Dene. Evelse Mojis a deuas da gemer conje deus  
Renod

Renod hac e vreudeur; retorn a eure d'e ermitach,  
ha ne falveas qet deàn bea cunduet gant den ebet.  
Pa vœ éruet eno, e teuas da gundai eur  
vœ zantel bras, rac ne zebre bemde nemet griou  
louzou ha douz sclér. Beva eure er spaç eus a zeis  
via; mes d'an eizver blavez e teuas an den zantek  
Mojis da vernel entro Pasq.

Ne barkantin mui dêch eus a Vojis t distroomp  
da c'hout petra a éruas gant Renod.

*Renod a gass e zaou Vab da Baris evit bea  
grêt Chevalieryen.*

Renod a eure eur c'haon bras qen abalamour  
da absanç Mojis qen abalamour da varo e bried;  
mes dont a ras d'en em gonsoli gant e vreudeur  
goella mach' alias. En amzer-te e varvas an Duc  
Emon, hac e teuas Renod da herita deàn; mea  
parajji a eure armadou entre e vreudeur, ha ne  
zalc has evitan nemet Montoban. Evelse e chomas  
en Montoban gant e vugale, pere a instruc hac a  
zave en grâc Doue, da c'hortos ma vijent eu etat  
da zougen an armou.

Eun devez o c'hassas d'eur blenen, hac ec'h eure  
digas dêlançou evit o disqi da jouti oas ugent Che-  
valier, ma teujont d'en em gomporti qer vaillant,  
evel pa vijent bet daou vloaz et brezel. Renod hac  
e vugale a retorna da Vontoban gant caiz a joa.  
Pa voant éruet er gêr e c'halvas e Senechal, hac e  
laveras deàn: me ordren dêch dont da visqa va  
bugale enorablament, rac me fel din mont gante  
d'ar pâles evit ma vint grêt Chevalieryen.

Var ze ar Senechal a laqas o guisqa manifiq,  
hac o c'hunduas da Renod, peini p'o guelas qen

près quisq'et, e vaejoaus hac à lavaras dê: debu assit  
cux compagnues eus, a dud. vaillant, pere a deny  
d'oc'h accompagni; hac evelse je da gaout Charle-  
magn, peini a réy déch' calz a capor abalamour eus.  
Bea oc'h a fassili nobl, hacievedte dioualit da ober  
dicta a germent a oufe tréi et reproch. Recomandi  
a ran déch', dre ar fe a dleit din, penos an arc'hant  
a roan déch' ma vint dispiquet enorablamant, ha  
na deuit q' d'o espert es audret ar Ghysaleryea  
baour, ha pa n'o po q'en, digassit da gerc'hat.

Dreist pep tra e teuàn da recomandi déch' dont  
bepret da servicha Doue; petrâ benac a reet; sou-  
lajit ar beorien; ma na zotito biqen eus ho qinou  
comz iasolant na da vestrez na da vates; doncit  
enor d'en dud honest, ha na zeut qet da stouf-  
comz an eil eus egile; mes dobt d'en em r'espeli.  
Ha c'houi, Yonet, deut bepret da zougen s'espel  
da Emonet, dre ma iè ho preur esa.

Yonet a layaras d'e dad a bezit assur et penos  
me deny da enori va breur evel ma meus d'ch  
enor bete vremân. Dre vase, eme Renod, mar gri-  
se, o po enor partont. C'hoas e recommandas déch'  
ne deufoc'h qet da barlant re, mar bech ba-  
billerien, e lavaro ar Frâncisien penos nien doc'h  
qet auval eus oc'h eontet. Hon tad, eme la yugale,  
mi réy pep tra en gloar Doue.

Pa glêvas Renod e yugale e comz evelse, e teuas  
da vae joaus; o zenna ras a goste, hac e lavaras  
dê: va bugale, c'houi a ya da Baris; o pet sonij  
eus ar pez a lavaràn déch'. Gout a dleit penos en  
pales Charlamagn ez eus calz a dud pere o deus  
neubeut a j'sa ouzoc'h; me recommanda déch' na  
vit na sa scut ganse, idaouest petra a lavanant;  
ha mar deuont d'o contraiga, tachit d'en em venji

ghat embr., ha grif dê anaout ex oc'h bugale da Renod a Vontoban. Hon tad, eme ar vugale, n'o pet douet ebet e temps da soufr te a outraj. Va bugale, eme Renod, en eur laquit var bennou ho taoulin dirazón. Ar vugale en eur brosternas; Renod a roas dê e venedicsion, hac e poqas dê en eur scuilla daerou en abondanc.

*Daou vab Renod a deu da gombati ois daou  
vab Fouges de Morillon.*

Goude m'o devot ar vugale qemeret conje eus e zad, ec'h ejont varzu Paris; qement a rejont o vale, ma érujont enni, hac en em-visqjont enorablament evit mont d'ar pales. Pa velas at batonnet anê quer caer guisqet, e voent estonet hac ec'h ejont d'ar pales evit gout piou ec'h allent bea. Antren a rejont en eur zal gaer, elechi ma qefjont ar Roue Charlamagn. Evel ma veljont ar Roue, en em-delfont d'e zaotin. Sir, eme Emonet, D'bué d'o conservo bepret en prosperite, hac iye oc'h ott dud. Ni zo dent d'o caout evit o pedi, mar be ho madelez, da rey deimp an Uz eus a Chevaleryen, hac er memes amzer da ober déc'h off eus hon zervich. Piou ec'h, eme ar Roue, pa gomzit evelse? Sir, eme Emonet, ni zo bugale Renod a Vontoban.

Pa glêvas Charlamagn an draze, e savas en e za. Hac ent o recevas enorablament en eur lavarat a deut mat raveet; penos a ra ho tad? Sir, eme ar vugale, e ma yac'h, a drûgate Done; en em reconaudi a ra d'o madelez. Me o crêy Chevalieryen abalamour d'o tad, eme ar Roue, hac abalamour déc'h e riu cant Chevalier all; rac ehoui a zo

tédi hac a dle. bea enoret. Pa glêvas Nêm, Roland, Olier, hae an Tadou a Franç e voant bugale da Renod, e voent contant meurbet; poqat a rejont dê, en eur c'houlen oute qêlou eus o zad.

An oll baronet a voe rejouisset o velet contemporiamant bugale Renod, nemet daou vab Fouques de Morillon. Ar Roue a cure o zervicha ous tol evel a veritent; mes daou vab Fouques a voe fachet o velet ar Roue oc'h ober qewent a stat ous bugale Renod, hac e toujont penos ne vanqjent qet da gaout o bue qent ma quitajent ar pales.

An de varlerc'h ar Roue a cure préparî eur banquet elec'h ma voa Emonet hac Yonet. Pa voant ous tol ec'h êruas eur chevalier eus an Alamañ, peini a bresantas d'ar Roue eur gontel grêt a eur c'his neve; mes ar Roue en roas ractal a bresant da Emonet. Constanç, eunau a vibien Fouques, a lavaras : penos? ret e ober qement a vombanç evit daou bot traitour, pere ne dalont qet eunaval brein. Yonet a lavaras deàn : Constanç, eur vicher fal oc'h eus disqet, o tont evelse da zrougcomz eus an dud. Clêvet emeus ac'hanoc'h o hervel va breur traitour; Charlamagn a voar penos va zad a lazas oc'h ini evel traitour ha savet eus a draitourien; mes va zad n'en dê qet eur ar sorte, na qenebeut e vreudeur: va zad, a lazas ho tad en cors defendant hac en vaillant chevalier evel ma ê. Mar doch qen hardi da lavarat penos voa dre drahison, setu aman va gaj prest clos da zouten ar c'hontrol.

Pa vejas Charlamagn ne lavare gir e varonet vat an debat eus a Gonstanç hac Yonet, e savas en eza, hac e lavaras da Gonstanç : tor oc'h eus e dont da trouibli va fales, rac-ac sortijt. Pa glêvas

Rohars ar Roue e édmz eus e vtreur Constanç, e savas en e za hac e lavaras : Sir, me zo prest da brouvi da Emonet ha da Yonet penos o zad a lazas, hon ini dre drahison, ha setu amâ va gaj. Ar Roue a lavaras deàn : qemer a rit eur gos fal hac e tissac'h caout qeun. Emonet hac Yonet en em stringas da zaoulin ar Roue, en eur lavaret : Sir, bet ar vadelez da gemer gaj Rohars, rac ni zo contant da routeu ar gombat a enep dê. Ha pi, eme Constanç, zo contant ive hon daou ounte o daou. Ar Roue a lavaras da Gonstanç ha da Rohars e ranqjent fournissa cocion. Hac ec'h ejont da gaout Idelon, Beranjer, Pinabel, pere a lavaras d'ar Roue e, cocionent evite dre ma voant o c'herent. Ma, eme ar Roue, me o c'arg anê : c'houi renqo o renta pa vo poent.

Emonet hac Yonet a avanças hac a lavaras : Sir, setu amân hon gaj penos e fel demp souten ne lazas, qet hon tad Fouques dre drahison. Evelse Roland, Olier, an Duc Nêm, Ojer, Richard a Normandi, Estou, mab da Doton, a lavaras : ni gociono evite, hac o fresanto déch en de deus ar gombat. Ourone, eme ar Roue, qémentse a blij din.

Pa voa êru an abardae, ar Roue a c'halvas e Senechal hac a lavaras deàn : it da gerc'hat bugale Renod, rac varc'hoas e fel din o ober Chevalieryen, ha grit ma vint eqipet mat, rac qémentse a fel din da ober abalamour da Renod. Ar Senechal a eure o eqipat mat hac o c'hunduas da Ilis an Itron-Varia. Goude Emonet hac Yonet a c'houennas digant ar Roue bea grêt Chevalieryen, ar pes a deuas da ober gant calz a joâ. Neuse e cassas eur messager da Renod, da lavarat deàn penos e vugale a voa galver traitourien gant mibién Fouques de Morillon,

en eur lavaret penos Renod en devoaz lazer o tadi  
dre drabison , haç evelso e vibien o deus telet o gajz  
en eur lavaret e voant tud gaouyat.

Renod ne eure qet min mad o elèvet an c'hêleut  
se ; mes ober a eure digemen e vrendeur da Véne-  
taban , ha pa voant éruet , Renod a gontas dê ar  
afes . Richard a lavaras : va bres , n'o pet aon ebet  
rac an afer-se a yél ottamant evit nasonjitz ; mes  
mp'o conseil ma zéyomp da bales ar Roue , ha nevez  
ni velo penos ema ar c'hoari , rac var va ene , ma  
welân ar Roue oc'h ober mepris d'am nizion , me  
deuy d'en strangli vas ar plaq ..

Varze e c'hejont entreze Paris . Pa voent éruet  
ag' daouzec Tad a Franç ha mibien Renod a deoas  
d'o rancontr , ha goude ma voant en em zaluette ,  
Renod a lavaras d'e vugale : bremâ e vo guelet ha  
c'houi a zo va bugale ; rac ret e vò dêc'h dont da  
venji an injur a rêt dîn ous va gervel traitour . N'o  
pet aon ebet , emeze , rac ni ho souteno bete an  
divea banne deus hon goad

Pa glêvas ar Roue e voa êru Renod hac e vren-  
deur , e ras o digemen da gómez ontan , ha p'o gueles  
ec'h eure calz a stat anê . P'oá bet Renod eno eus  
pennat mad o parlant , e qemeras conje evit mont  
d'e lojeis ; gervel a eure e vugale hac e lavaras dê e  
va bugale , me o ped , lavarit dîn penos ê en em  
gompsonet ar Roue en ho qever . Hom tad , emeze ,  
acablet omp bet gantân eus a bep sont madelez , rac  
or zoutenet en eus a enep an traiteurien , ha grêo  
omp gantân Chevalieryen .

Pa glêvas Renod hac e vrendeur qement-mâ , e  
voent joaus . An de varterch ar beuro ec'h ejont da  
gaout ar Roue evite dragarecât humblamant . Grêo  
en devoaz obes dion bernach apeouvet mat evig

zibien, ha grët pôlvision tûs a zâou varc'h caer.  
 Pa vœ éru de ar verailh, daor vab Fouques de Mo-  
 gellen a deuas dirac ar Rône, peim a lavaras dë:  
 conseill faloc'h eus pa deuit da ober qement-mâ;  
 veut a dissac'h da gabart. Constanç a respontas:  
 Sir, mi o ped da lavaret Demp pelec'h vo ar plac  
 ma clemp combati hon enemiet. Me s'ep din, eme  
 ar Rône, e veæn Plenel an Itron Varla. Renod a  
 gassas e zeot vab da Ilis Sant Victor, hac an trai-  
 tourien a vas da Zant-Termen-ar-Prat.

Pa vœ éru an devez, an Escop, peim a v'ba car  
 da Constanç, a ganas an osern, hac an Archescop  
 Turpin d'Agathas evit bugale Renod. Ar Roué a c'hai-  
 ras Roland hac Olier hat a lacas dë: me gomand  
 eec'h ma vo ar blenen diouallet mäd, betegout na  
 cruse debat, hac Rohats zo leun a drairouraj. Eus  
 ar c'hoste alf, Renod hat e vreudent zo puissant,  
 spacial Richard, breur Renod, rac pa fach ne es-  
 pern na Comt na Baton, hac evelse eteus dobtanç;  
 tac eur'vech e voa darbet deau va laza, hac eteus  
 sonj abadie.

Bugale Fouques a yas d'ar plac assignet. Beranjer  
 ha mab Grifon en em ambusqas a goste, em zons,  
 ma reuje Constanç ha Rohats da goll, dont d'ch  
 em strinqa var mibien Renod evit o assomni.

Pa vœas Renod e voa poent mont d'ar blacen,  
 e c'hâlvas Emonet hac e lavaras deau: deuit aroc,  
 Emonet, tac c'houï e va mab'ena, ha fac-se e lleit  
 kaout mui a enor eget Yonet: dalit, me a lo dêch  
 Flambetje, va c'ileze mad; deuit ganit da denna  
 venjanç deus an traitourien, rac c'houï oc'h eus ar  
 gouir hac int o deus ar gâou. Va zad, eme Emonet,  
 bezit assuet penos e velfet traou hac o crêy joaus,  
 tac ni a zistrujo an traitourien, war plij-gant Dduc,

Pa glêvas Renod e yugale e come evelse, e voe meurbet contant; poqat a eure dé, iêy a ras d'ê e venedicsion, hac o c'hundwas d'ar blenen. P'en devoa grêt Renod, hac e viendeur qementse, e teujont da gaout Charlamagn, mes er memes amzes eut messajer a éruas, hac a lavaras da Renod: o pet true eus ho pugale, p'otramant int collet, raç mab Grifon zo en em ambusqet gant calz a dud armet e qichen ar blenen evit laza ané. Darbet e voa da Renod sempla o clêvet se, ma lavaras: ha possubl ve, Rouantelez Franç, ne vez biqen ep traitourien! P'en devoa lavaret se, e halvas e yreus Richard hac e lavaras deân: it d'en em armi ha grit armi ho tud; it gante d'ar blenen, ha pa'vest éru eno, grit mia velo an oll ac hanoc'h; ha mar teu mab Grifon da essât ober droug d'am bugale, lazit-an ep true. Va brçur, eme Richard, n'en em sourciit qet. Racial en em armjont hac ec'h ejont d'ar plac m'en devoa lavaret Renod.

Pa velas ar Roue Renod ep Richard, e teuas da soupçoni hac e lavaras: pelec'h emedi Richard ho preur? - E m'a, eme Renod, er plac ma zeus afer ountan; n'o pet douet ebet aneân. Nan, eme ar Roue, qeit a ma vin beo. Mes demp var an tour evit guelet baïaill ho pugale. Demp-ta, Sir, pa bliij ganêch, eme Renod. Hac ec'h ejont accompagnet eus an Arc'hescop Turpin, Salomon hac Ojer. Pa voant pignet var an tour eveljont Richard accompagnet gant eun nombr bras a dud armet. Pa velas Charlamagn qementse e voe estonet; gelvel a eure Renod hac e c'houlennas digantan petra zinifie qementse. N'o pet aon ebet, eme Renod, qementmâ a zo evit an assuranc.

Pa voa pep tia préparet hac ar Chevalieryen en poent,

poënt, e vœ sonet an tabourinou evit ma comana-  
 chent. Redec a eure Emonet var Constanç ha Con-  
 stanç varneàn, m'en em rancontrjont gant calz eus a  
 buissanç, qen a goeas o c'hezeq dindanne gant agi-  
 nerz eus an tolliou; mes Emonet en em gavas en e-  
 ga hac a roas eun tol zabren da Gonstanç var e-  
 gasq; an tol ne allas qet antren; mes sqei a eure  
 var e visier, hac e troc'has deàn an anter eus e vi-  
 saj, qen a velet e zent. Costanç a vœ etourdisset  
 gant an tol-ze; Emonet a lavaras deàn : ah ! traitour,  
 bremâ e vo ret dit mervel : ha te c'halvo va zad-me  
 traitour ? Pa glêvas Renod e vab e comz, e vœ con-  
 tant. Yonet a zaillas var Rohars hac a roas deàn eun  
 tol lanc qen en discaras divar e varc'h; mes Rohars  
 o vea ajil en em gavas prest en eza, ba gant e zabren  
 a zaillas var Yonet en esper en disqar d'an traon ;  
 mes Yonet a roas deàn eun tol zabren var e gasq,  
 qen en fraillas, hac an tol o coea, a droc'has eun  
 tam deus e scoa glêi. Emonet o velet Constanç e  
 sevel, a zaillas varnàn hac a roas deàn qement a  
 dolioù, qen ne voa qet evit en em difen. Constanç  
 ne vouie petra da ober, a dolas e rondâchen hac  
 a zaillas gant Emonet a vriata, evel da c'houren ;  
 mes Emonet a voa crén ha puissant hac a gemeraq.  
 Constanç dre e gasq hac el lamas divar e ben en  
 despët deàn.

s. Pa yelas Constanç se, e comanças da grial ha da  
 c'hervel e vreut Rohars hac e lavaras deàn t ah !  
 ya breur, deut d'am zicour, rac ne allan muï  
 en em difen. Rohars a vœ nec'het o clévet e vreut,  
 ne vouie penos e zicour, rac coll a ré e voad.  
 Gouſcoude en em zicouras hac e saillas var Emo-  
 net adre e gein en esper en sqei; mes Emonet a  
 zistroas hac a roas deàn eun tol var e ziouscoa qen

en ffiscarâs d'an douar, ha goude e yas da Gonstanç  
hac' e' trôc'has deân e vizaj.

Emonet o ûea sqbet Constanç marvelamant, a  
lavaras deân : petra voa dêc'h dont da c'hervel va  
zad eun traitour ? me zouten ez è unan eus ar Che-  
falleryen loyala eus ar bed, hac a lazas ho tad en  
e gotf descendant, e lec'h ma falveas d'ô tad en laza  
dre drathison ; rac-se anzavit ho foi, p'otramant ez  
ôc'h maro. En'hano Dout, eme Gonstanç, n'am  
lazit qet: m'en em rent dêc'h. Emonet a gemesas e  
zabren hac' er prezantas d'ar Roue, en eur lavarat :  
Sit, zetu Constanç aman : grit ountan ervez ho po-  
lone. Manifiq' è se, eme ar Roue ; p'amb bo egile,  
me rey o chrouga assatibles. Emonet a retornas da  
fidur e vreur; delc'hel a ré e zabren en e zorn en  
eur lavarat da Rohars : mervel a ri, traitour ; hac  
e fedas d'e gaout evit e sei; mes Yonet p'er guelab  
a lavaras deân : va b'reur, ne lazit-an qet, tac me  
sel din gonit va inf'evel m'ot'h eus goneet oc'h int.  
Me zo contant, eme Emonet. Var ze Yonet a yas  
da Rohars hac a roas deân eun tol var e seba qen  
a zistagas e yrec'h; neuze e lavaras deân : traitour,  
eneo erfat penos Renod a Vontoban ne qet eun  
traitour. Pa velas Rohars penos e voa tretet, e la  
vâras : va Dôue, o pet trûe eus wa etre. Alôh 'eta,  
eme Yonet, lavarit oc'h eus tor, p'otramant oc'h  
maro; mes Rohars ne responde qet, ha Yonet a  
droc'has deân e bén.

P'o dôa Emonet hat Yonet gôneet var o enemiet,  
et eujoht da gâpul Charlamagn; Emonet a lavaras ?  
Sir, petra a zeblant dêc'h or be Chois ilâ Ober ?  
Gret oc'h eus avoalch, eme Charlamagn fac-be  
ft bremâ da repos; me rey chrouga misien Fouges.  
Renod o veler e vugale victorius a vœc' joatta, hat

a deuas da renta graçou da Zone. Goulen a pure  
oute hac int a voa blesset, hac e respondijont penos  
n'o devoa droug abet.

Renod hac e vrendeur a gemeras conje digant  
ar Roue hac e usan Tadou a Frang evit retorn d'obis-  
tement a rejont o vale mach érujont en Montoban.  
Goude bea eun neubeut reposet, Renod a c'halvas  
e vugale hac e lavaras dê : me deu da ordren m'en  
d'o Yonet Dordon evit e lot, hac Emonet Mon-  
toban. Goezit penos Jesus-Christ a zo fachet ouzin  
abalamour da gement a valeuriou am eus grêt er  
bed-mâ, rac-se e meus aon evit va ene : éru ê an  
amzer ma ê poent din ober va never.

### *Renod a guita Montoban ep lavarat gir dà zem.*

Goude m'en devoa Renod distribuet e vadou  
entre e vugale, e chomps en e gambr bete an noz,  
Neuze e viscas eur zê, hac e qemeras eur bourdon  
evit en em difen eus ar chass. Partial a ras eus ar  
c'hastel, mont a ras da gaout dor qêr hac e ras e  
digeri. Ar porcherous e veler qen paour guisqes,  
a lavaras deàn : Otrou, pelec'h itu? me ya da la-  
varat d'o preudeur ha d'o pugale, rac ez och e  
danger da goza etre daouarn al laeron, sea noc'h  
eus netra evit en em difen. Ne ha qet, va mignon,  
eme Renod, rac me mens esperanc en Doue; mes  
lavarat a ri dê taçhouet beprêt da obet ar mat has  
ar pez am eus recommander dê, rac biqen n'em que  
font mui : me ya da zovejât va eue, mar plij gang  
Doue, hac e varvîn pa vo e volonté. rac me mens  
grêt da galz a dud mervel : va eue zo carget gang  
se, hac ehs c'hoant da obet piaijen evils e des  
ligras, ne c'houplennan qes nemet se,

Neuze e sellas ous e viz, hac e velas e ziamant  
en peini e voa eur men precius a dallie mil scoet;  
hac en roas deàn, hac e yas en e bent.

Antronos vñtin ar porcher a yas da gaout breudeur ha bugale Renod, hac e contas dê ar pez en devoa lavaret Renod deàn, ma comanschont da ober eur c'haon bras abalamour ma voa partiet ep rei dê da c'hout.

*Renod en em laqa da zervich maçonerien, pere en lazas dre drahison.*

Pa voe Renod sortiet eus a Vontoban, en em laqas en eur c'hoat ep caout netra da zebri nemet froüez sqvaj, ha pa voe nos e couqsas e treid eur vezenn; mes aroc coussket ec'h eure sin ar groas hac e recomandas e ene da Zoue, hac e chomas coussket; pa voe êru an de en em laqas da vale dre ar c'hoad, elec'h ma chomas er spaç eus a eis de ep dëbri nemet avalou zovaj. Dre fors da vale, e sortias eus ar c'hoad hac ec'h êruas etal eur gouent, elec'h ma tenuas da dremien an nos. An de varlerc'h e partias evit mont da Gologn, elec'h ma voat o vatissa Ihs Sant Pêr, e peini ec'h antreas, hac e yas var-Bennion e zaoulin dirac an oter-vras hac ec'h ostras e ene da Zoue.

Dónt a eure c'hoant deàn da zervich an Ihs-sé, abalamour da Zoue ha da Zant Pêr. Goude bea sonjet calz e yas dà gaout ar mestri maçonier, hac e l'ayaras deàn c'mestr, me zo eun estranjout hac am eus c'hoant servich ar plac mā. Va mignon, eme ar mestri, it eta dà zicour ar pêvar-ont pere a zo e blasq digass eur mén din. Mestr, eme Renod, ne sachit qet eue an dud'qéz-se + me ya va unan da

gere'hat ar men. Va mignon, eme ar mestr, n'en  
 em astit qet, rac ma ne ya nemerdoch, e tisse  
 chom eno, rac ponner ê. Mestr, eme Renod, bea  
 o po-an bremaic, ep sicour den ebet nemedon,  
 mar plij gant Doue : mont a ras d'e gerc'hat hac  
 en rentas d'ar mestr maconer. Ober a eure qement  
 dre e servij vad, qen a deuas da vea mignon bras  
 dean; mes an darbarerien all o devoa droug outen,  
 hac e teujont d'en laza pa voa cousgat goude lein;  
 o teuler eur men bras var e ben, ha goude ma voe  
 maro en leqejon en eur zac'h hac en toljont er  
 rivier ar Rein; mes ar pesqet en soutenas dre vo-  
 lonte Doue, hac ec'h aparissas eur sclérijen vras  
 en dro d'ar c'horf santel, ar pez a eure d'an habi-  
 tantef bea estonet bras; e denna a rejont hac er la-  
 qejont en eur be. Ar Baronet demeus ar vro a  
 falveas dê en digass da Gologn evit bea entêret;  
 mes ne ajont qet, rac pa voa lajet ar c'horf er  
 c'har, dre eur mirac e comanças da vont quer buan,  
 qen na voe den evit en arêti. Treinen a eure Co-  
 logn hac ec'h arêtas en hent-bras.

Pa velas an Escop qement-mâ e lavaras / n'omp  
 qet diga da gaout ar c'horf santel-mâ; mes heuil-  
 lomp-an, rac ne ve qet madlen lezel da vont e-unan;  
 hac evelse ar veleyen hac ar bobi en heuillas. Qe-  
 ment a ras ar c'horf o vont, mac'h eruas en eur  
 guerig vian hanvet Croin; eno ec'h arêtas hac eno  
 hon. Zalver a raz calz a viractou abalamour d'ar  
 c'horf santel-se.

Ar brud eus ar Zant a raz da galz a belerin et dont  
 eus a bep bro, ar pez a eure ma voe qement eus a  
 ofrançou, rac a eur Chapel vian a voa eno d'an  
 Itron-Varia, e voe grêt eun Ilis vras ha caet.

**Au Archescop Turpin o vea arêtet eno, a eure**

ditolo deàn e visaj evit gout hac én a alje deme  
anaveout; mes pa vidas ne anavee den aneàn, e  
seus da vea trist.

Breudeur Renod a voa eun devez en tal eur feuny  
teun, hac int trist bras, en defot ne glèvent eur  
chêlou benac aneàn. Pa voant o sonjal en ze ec'h  
éruas eur pelerin peini a dremene eno. Pelerin,  
eme Alard, a belec'h e teuit? ha c'houi a voat eur  
chêlou benac a neve? Otrou, eme ar pelerin, mè  
deu deus an Alamagn, a eur gêr vian hanvet Croin,  
e qichen Cologn; eno emeus guelet calz a viraclou  
grêt gant eun den peini a voa deut da Gologn, ma  
lavare an dud penos e voa eur jeant. Pa éruas en  
Cologn en em laqas da servich maçonerie. Anfin  
an den-mâ a rô traou tressabl, rac qement a zouge  
en eur vech evel deg eas a re vella; evelse ar mestre  
a voa contant bras aneàn; mes an darbarerien a  
voa jalous outan hac e conclujont en laza, ar poz  
a rejont, ha goude en toljont et rivier; has e cobras  
dô en poent ha poent ar pez a voa éruas.

Alard, Guichard ha Richard a gomaricqas da voela  
gaut ar druc o deva deus o breur, rac gout a rent  
erfat e voa aneàn e chomze ar pelerin. Allas! ya  
breudeur que, eme Richard, ennes à bor breur per  
ini oa eus qement clasqd.

Qemer a rejont conja digant ar pelerin og'h ober  
calz a gaon, hac e teujont da gemee an heant eas  
a Croin, ma hejout racial d'an Ilis, elec'h ma  
veljont eun nombr bras a dud, mèo devoal posa  
bras or'h antren. P'oant antret en Ilis, o testajont  
eus eus o'horf pini a voa dizole var eur mèo caer,  
ha pa dostaions, e veljont eur achérizen vrascendre  
d'ar c'horf, evel pa vija eadz a oboulouz alun. Pa  
vraint penot: zo e qichen o'hena vajont erfat penos

et voa'd breur, ha gant ar glac'h ar devon, e nœfjont d'an douar semplet. An Arc'hescop o velet se a vœc estonet hac e lavaras d'ar c'blerje : Otrone, me gred et vouifomp bremâ ar pez on eus pel a zo desirer, rac servoalc'h an Otrone-mâ pere a zo amâ, a anot ar c'horf sante.

Pa voa breudeur Renod disemplet, e leverjont : ah ! piou zo bet qen hardi da vea lajet an dorn varnoc'h me gred neoc'h an eonq. Neaze Alard a droas ous e vreudeur hac a lavaras : ah ! ni dle bea glac'haret p'on eus collor hor c'honsort, hor c'honseil, hor zouten hac on esperanç ! rac dreis-àn e voamp doujet.

An Arc'hescop a deus d'o c'haout hac a lavaras dê : Otrone, ne zisplijet per dêc'h ar pez a lavaras : tor oc'h eus da gacut q'ementiñ c'hlac'h, pa é guir o preur a zo Sapt er barados, dre m'en deus soufret ar verzerent en servij Doue. Guelet a rit ar miraclou bras pere a ra Doue dreis-àn, rac-se me o ped da zont d'en em gonsoli ha da lavarat lemp, mar plij ganêc'h, piou oc'h, ha pe sort hano a rêt eus ar c'horf sante-mâ, evit ma leqeñomp e hano var ar be.

Pa glêvjont an Espan et româ, e teujont da zio minui o c'hlac'h, ha menze Adard, peini a voa et mab ena varlere'h Renod, a lavaras ; Otrou, pe fel dêc'h gout piou omp ha pe sort hano a rêt eus ar c'horf-se : ni voa pêvar breur, hac ennes zo hanvet Renod a Vontoban, hon breur ena, vaillanta Chevalier a voa er bed-mâ. Marteze oc'h eus clêvet comz eus ar Pêvar Mab Emon : ni ê ar re-ze. Hac e comanças da voela gant true ha gant joa o velet gant e zaoulagat ar vaillanta Chevalier eus ar bed maro en servij Doue, en eur ober pinijen.

Goude m'o devoe an tri vreur' échuet o glac'har,  
 e rejont entéri o breur enorablament hac en laqât  
 en eur be a gunseqanç, peini en devoa lajet am  
 Escop da ober. Er be-ze emedi c'hoas corf ar Zant  
 peini a zo hanvet Sant Renod, martir. Goude m'o  
 devoa antéret o breur, en em denchont d'o bro.

*Fin eus ar Pêvar Mab Emon.*



### EPITAFEN RENOD A VONTOBAN.

Ar Chevalier vaillant Renod a Vontoban  
 Goude e oll boaniou a repos er be-màn :  
 Bretonet jenerus, pedomp a vouir galon  
 Jesus-Christ, hor Zalver ha gouir Roue an Tron,  
 Pa vezo deut hon heur da guittât eus ar bed,  
 Da vont en e gichen en Pales an Drindet.

*Amen.*

